


AR VUHEZ



KRISTEN

JEZUZ-KRIST HAG E RELIJON

Kenderc 'hel a reomp aman gant « Katekiz an dud vras » bet boulc 'het ganeomp er bloavez 1938, e niverenn miz here, paj. 170.

E pemp lodenn e oa bet rannet al labour-se :

Ar diou lodenn genta : PIOU EO JEZUZ-KRIST ha PETRA EN DEUS GRAET JEZUZ-KRIST, a zo bet disploget, penn-da-benn, e-doug ar bloavezioù 1938 (paj. 176-196) ha 1939 (paj. 15-29-57-76-96-117-137-157).

TREDE LODENN

AR VUHEZ DEGASSET D'EOMP gant JEZUZ-KRIST
eo /« AR VUHEZ KRISTEN »

Beva en eun doare kristen a zo servija ha karout Hor Salver Jezuz-Krist gant holl nerz hon ene, en eur heulia e relijion, en eur gredi e gelennadurez, en eur virout e c'hourc'hemennou.

BUHEZ KRISTEN !

Dirak ar c'homzou-se e sav en hor spered ar sonj eus oferenn ar sul, vilil ar gwener, kofesion ar pec'hejou, dek gourc'hemenn Doue, c'houec'h gourc'hemenn an Iliz, eur maread devosionou, en eur ger, kement tra a laka kemm etre eur c'christen hag an dud all.

An holl draou-se kouskoude n'int nemet tu-diavaez ar vuvez kristen, evel pa lavarfen he gwiskamant.

Ar wir vuvez kristen a zo en diabarz, pa ene. Bez'ez eo ennomp karantez Hor Salver Jezuz-Krist.

BEVA EN EUN DOARE KRISTEN A ZO DOUGEN FROUEZ A SILVIDIGEZ

Her gwelout a reomp dre gomzou Hor Salver e-unan d'ar Skribed ha d'ar Farizianed : « Malloz warnoc'h ! emezan... Pedi a rit epad hir amzer, met laerez a rit an intanvezed; paesa a rit an deog, met n'oc'h na leal na truezus; kempenn eo ho listri eus an tu-diavaez, met lous int en diabarz; henvel oc'h ouz beziou gwennet, leal da welout, laer da gavout; hano Doue a zo war ho muzellou, n'ema ket en ho kalon. » - « Deut eo an eur, emezan c'hoaz, da adori ya Zad a spered hag e gwirionez. »

ADKOUMANANTCHOU

Koumanant ordinal : 20 lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :
25 lur

Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuvez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuvez Kristen », e kavot, bep miz, kelennadurez an Drede-Urz.

KOUMANANTCHOU

1^o Evit koumananti a-nevez, roit atao hoc'h adress *evel ma oa war an niverenn diweza*, ha ma vez ret, goulennit da-c'houde chanj anezi.

2^o Ma tigasit asamblez koumanantchou hag adkoumanantchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3^o Skrивit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuvez Kristen »

Couvent des Capucins

C. C. 209-81 Nantes

ROSCOFF (Finistère)

Taolenn ar Miz

	PAJENN
<i>Katekiz an dud vras</i>	203
<i>Chob Pistrakou</i>	205
<i>Gwall-vor</i>	210
<i>Serc'hennou Yann Digredenn</i>	211
<i>Evit sevel mat ho pugale</i>	214
<i>Konsekrasion d'ar Wer'hez</i>	216
<i>Bretonezed savit ho penn</i>	218
<i>Prezegenn an Aotrou Fave er Folgoad</i>	222

Doue ne hell ket beza tromplet, Hen hag a lenn e plegou ar galon. Petra'ta a c'houenn Jezuz ?

« Dought frouez, bezit va diskibien, emezan, setu bolontez va Zad. »

EVIT DOUGEN FROUEZ, LABOUROMP GANT DOUE

Er relijon gristen, e-kichen labour Doue, e tle beza labour an den, labour pep-hini ac'hanomp.

Doue en deus roet d'eomp an enor da gemer ac'hanomp evit tud, evit krouadurien speredek, ha da bedi ac'hanomp da labourat a-unan gantan.

A dra sur e labour a zo bras, Hag echu eo gantan.

Evidomp, evit hor silvidigez, ez eo deut Mab Doue da chom war an douar, met evel unan ac'hanomp, eun den etouez an dud. Evidomp eo en deus prezegat an Aviel, ar c'helou mat, gant e bromesaou a levez hag a garantez. Evidomp c'hoaz eo en deus digemeret e Basion hag e Varo. Paet en deus, ha kaer ! Meritet en deus ar pardon, ar vuhez, an holl c'hrasou evit an holl dud, e vreudeur. Met d'eomp-ni eo da zigermer e zonezonou, da zigeri hon ene d'ar vuhez a bado da viken.

A-hent-all n'eus netra c'hraet. Rak Doue hag en deus hor c'hrouet hag hon dasprenet hep goulen seurt diganeomp ne ray ket hor silvidigez hep eul labour eus hor perz.

EVIT DOUGEN FROUEZ, BEVOMP EUS BUHEZ DOUE

Ar vadiziant en deus laket en hon ene hadenn ar vuhez dreist-natur, eur vuhez hag a dle kreski ha bleunia en he c'haer er baradoz. Ar vuhez-se, evel pep buhez all, a dle beza maget ganeomp dre an diabarz.

N'eo ket ar vuhez kristen eur pez dilhad da veza laket da sul ha da veza lezet a gostez war pemdez. Bez ez eo nerz ar C'christ en hon ene, eun nerz hag a fell d'ezan dougen ac'hanomp bepred, spred ha kalon, korf hag ene, wardu Doue hag e c'hloar.

Penaos ha betek pelec'h e c'hellomp-ni lezel an nerz-se da labourat ennomp ? An dra-se a sell ouzomp. Dirak an nerz-se, ni a hell lavaret « ya » pe « nann », sikour anezan pe stourm outan. Met mestr omp d'hen ober.

Mestr omp ives da blega d'ezan, met hep sikour anezan, henvet neuze ouz an dud o deus aon rak an dour, rak an heol, hag a chom e korn an oaled da gemer liou al ludu, pa c'hellfent kaout yec'hed ha nerz.

Mestr omp erfin da lezel an nerz-se d'ober ennomp ar pez

a gar, hag e sikour a hellomp gant joa d'ober ennomp labour divin ar C'christ, da gaeraat hor buhez, d'en em servija eus kement a gavo ennomp, eus hor vertuziou hag eus hon techou, da reiza hor sonjou, hor c'hoantegeziou evel hor c'homzou hag hon oberou, en eur ger, d'ober ouzomp bepred bugale da Zoue : Kristenien.

LEZENNAR AR VUHEZ

D'an neb a fell d'ezan beza evelise bugel Doue, d'an neb a gred er C'christ hag a fell d'ezan sikour anezan en e oberou, ar relijon gristen a ginnig eur reolenn a vuhez.


Doue, en e vadelez hag en e resped evit ar c'hristen spreddek ha libr, a ginnig d'eomp e garantez hag e vuhez; hol lezel a ra da ober hor penn hon unan, da labourat pe da chom hep labourat a-unan gantan evit silvidigez ar bed.

Evit gouzout e pe du trei eo ret d'eomp anaout hag ober bolontez Doue.

CHOB PISTRAKOU

RIKO a oa e Ploubater.

Ha pedet e oa bet Chob Pistrakou d'ar friko. E amezog tosta eo a zimeze gant eur plac'h yaouank eus Langar, eur barrezig e kicken Ploubater.



Eus an diou barrez e oa tud er friko, ha kalz tud. Daoust ma klever an holl o klemm hag o vousklemm ne gaver mui tammin da zebri na banne da eva, e c'heller elevato ober frikoiou..

Ha meur a c'hlaouennog zoken a gav c'hoaz an dro, pa'z eont d'ar friko, da ober re gofad ha da zont d'ar gér, rount o boutou ha reut o jiletenn.

Marteze, gwir eo, en dervez-se, e reont kof reut evit en em zigoll da veza graet, en dervezioù all, kof treut !

Friko a oa eta, ha Chob Pistrakou a oa oae d'ar friko. An dud nevez, o c'herent hag o mignoned, diouz an diou gostezenn, a oa holl, a dra sur, kristenien vat ha tud a relijon, evel ma lavarer.

Kement a dud a oa er friko ma voe ret ranna ar frikoterien hag ober diou saliad anezo; ar re goz hag ar yuagle en eur sal, ar yaouankizou en eur sal all.

N'en em anavezent ket kalz an dud yaouank a oa eno —
rak n'eus ket kalz a zarempred etre Ploubater ha Langar
— hag e penn-kenta ar pred e oant lentic' awalc'h an eil
ouz egile.

Tamm ha tamm e teujont da ober anaoudegez, ha pa
voe lampret an teod gant eur banne, e savas kaoz.

N'eo ket gant Chob Pistrakou e oa an nebeuta glabou-serez.

Ha pebez glabouserez !

Ar moc'h o-unan o defe ruziet gant ar vez m'o defe kle-
vet hag entet e varvailhou divalo. Kamaladed Chob ne
ruziet ket: c'hoarzin a raent avat 'leiz o genou.

— Chob, eme unan anezo, kan d'eomp'ta ar son ac'h
eus savet.

Ya, va zud vat, Chob Pistrakou, eun dervez, a gavas en e greiz danvez eur barz hag a savas eur ganaouenn di-warbenn merc'hed yaouank Ploubater.

O, ne oa ket het re skuizet bouedenn
ganaouenn-se. Evit renka an diotachon
en devoa ket het ezomm da vont kalz
ern teil hag ar poull-anvoez.

Klany edo Chob gant ar c'hoant kana.
Koulskounde ne grede ket senti ouz e gamaladed na eha-
nent d'e bedi...
*Dre bedi ha dre aspedi
E vez graet ar gefredi,*
a lavarer... Ha Chob evelato ne save ket... Ne grede ket sevel.

*Dre bedi ha dre aspedi
E vez graet ar gefredi,*

a lavarer... Ha Chob evelato ne save ket... Ne grede ket sevel.

Ha-perak'ta ? ?

Ouz an daol dosta e oa eur paotr yaouank hag en devoa
graet meur a sellig a gorn ouz ar glabouser divalo.

Ne ouie ket perak, met aon en devoa Chob rak ar paotresse. Fanch a veze graet anezan gant ar re all... Seblantout a rae beza deuet mat d'an holl... hag ouz e daol e oa c'hoarz ha marvailhou n'eus forz pegement.

Dibradet diwar e skaon gant e vignoned, Choh a oa
breman en e sav, gantan en e zorn eur follenn-baper... e
ganaouenn na petra'ta.

— Ata Chob, kana'ri pe ne ri ket ? a lavare paotred
Ploubater.

— N'heilan ket lenn mat ar pez am eus skrivet aman,
ems Chob a lucha ouz e damm paper.

« Azenn dre natur
A oar lenn e skritur »,
a respondas eur farser bennak.



Hag ar saliad yaouankiziou da ziroll da c'hoarzin. Chob a sante ar c'houenn en e lerou... Keuz a save gantan da vez dispaket e ganaouenn...

Ding ! Ding ! Ding ! a rae e gamaladed o skei war o
gwerenn gant o chontell... evit goulenn chom sioul ha
seloan.

Ha setu Chob o staga gant e ganaouenn.

Dislonka a reas, gant ar poz kenta, eun aridennad kom-zou dizereat ha diresped evit ar merc' hed yaouank... N'hellas ket mont larkoc'h...

A doal trumm, Fanch, ar paotr yaouank, a oa ouz an
daol dosta, a oa savet en e sav.

— Peoc'h, mar plij, emezan, gant ar c'hanaouennou lous. Ni ne blii ket d'eomp santout c'houez an anvoez pa vezomp o tebri. Kan, jmar karez, met kan d'eomp traou dereat.

Kan'ta te neuze, eme Chob, c'hoant d'ezan d'erc'hel penn.

N'en devoe ket ezomm da lavarout diou wech... Ha ker-kent e tarzas war vuzellou Fanch « Kan paotred yaouank ar maeziou » ha d'e heul, evel dibradet gantan, an holl a lakaas ar sal da dregerni gant an diskan:

Yaouankiz, war zao !
 Evit Jezuz hor mestr, hor Salver
 Baleomp atao,
 War e roudou, feal d'hon dever,
 'Vit eost an amzer da zont,
 Labouromp holl, seder, dispont,

*Ha sankomp war douar Breiz-Izel
Ar Groaz hor Banniel.* (1)

Etre-daou, Chob a oa azezet mezek evel eur c'hilhog displuet. Ken lostok e oa ma ne ouie mui petra'rae ha ma evas eur banne e gwerenn ar plac'h yaouank a oa en e gichen...

— Chom en da skudell 'ta te, glaourennok, eme d'ezan eur c'hamalad.

Teuzi a rae Chob Pistrakou gant ar vez...

**

Echu ar c'han, tamm ha tamm e teuas adarre mar-vailhadeg ha c'hoarzadeg e-touez ar youankizou...

Tamm ha tamm iveau, kaset gantan d'an traon e lonkad-mez, Chob a gavas adarre e aes hag e blén.

Ar re goz breman a oa fin ganto d'o fred. A-raok distaolia, tad ar plac'h nevez a savas hag a lavaras an Angelus, an Agimus, hep disonjal, na petra'ta, De Profondis evit an ansoon.

O klevout ar re goz o pedi, an dud yaouank a savas iveau en o sav,

— Alo, eme Fanch, ni a zo yaouank, ni a oar kana, kanomp'ta an Angelus. Hag e tistagas, gant eur vouez heson, komzou kenta ar c'chantig « Ni ho salud gant karantez ».

Chob raktal a zirollas da c'hoarzin.

— Perak e c'hoarzez, eme d'ezan Fanch ken seder ha tra, en da di e laverer bemdez an Angelus sur oun, perak ne fell ket d'it e vefe lavaret aman ?

Ha setu tapet eun distrioadenn all gant pabor Plou-bater.

Hag ar sal a dregernas adarre gant Kantig kaer ar Werchez, kantig an Ave Maria...

Ar re goz a oa deuet da selaou, eürus ha lorc'h enno o welout yaouankizou ken drant...

Hag al levezac yac'h-se a badas a-hed an deiz a-bez. Chob Pistrakou hepken a chome toutek ha tenval e Benn... E gamaladed o-unan a dec'hé dioutan... Ne oa eta nemet eur briochin... eur fougeer... eur sac'had-c'houez...

Awale'h e oa bet d'ezan tapout eur bikadenn spilhenn

(1) Kaout a reot ar son-se, hag eur bern soniou-all ouspenn, el levrig « KANOMP ». — Her goulenn dirant an Ao. Chalon Favé, place St Corentin, Kemper. 10 lur dre ar post.

evit dic'houezha ha plada... Ne dal veze ket ar boan ober kement'se ar paotr faro !...

Fanch avat a gasas endro an abadenou kana ha c'hoari. Hen eo a voe, epad an deiz, evel ma vez lavaret, « paotr ar gordenn araok »... oc'h hada e pep lec'h hag e kalon pep-unan levezac yac'h ha glan.

Na kaer e vefe bodadegou hor youankizou ma vefe kavet e pep hini anezo, eur paotr yaouank, evel Fanch, da stanka e veg da gement Chob Pistrakou a zo, dislonkerien mar-vailhou groz ha kanerien diskramailherez hudur.

Eur rann-galon eo gwelout paotred youank hor parreziou kristen mez d'ezo oc'h ober sin ar groaz, kerkent ha m'o devez savez o zreid diwar zouar o farrez...

Ouz o gwelout hag ouz o c'hlevout, da zeiz ar frikoiou, e vefe lavaret n'eo graet an eureujou nemet evit rei tro d'ezo da ruilha ha da ziruilha loustoniou e pep giz...

Diouz ar mintin int bet en Iliz o c'houlenn bennoz an Aotrou Doue war ar priejou nevez, ha diouz an abardaez emaint o tenna warno malloz an ifern...

Peur e teuio hor youankizou kristen, holl, da gomprenn'eo ket o religion eur vantell na vez lakaet nemet evit mont d'an Iliz, hag a lezer er gér evit mont d'ar marc'had, d'ar foar, d'ar pardon, ha dreist-holl d'ar friko ?

Peur e teuio hor youankizou kristen, holl, da gomprenn'eo ket o religion eur vantell na vez lakaet nemet evit mont d'an Iliz, hag a lezer er gér evit mont d'ar marc'had, d'ar foar, d'ar pardon, ha dreist-holl d'ar friko ?

Pa vezo stank awalc'h en o zouez, ar baotred yaouank dispont a c'heller lenn o feiz birvidik war o dremm seder hag o furentezen en o sellou eeun.

Fanch a zo eus ar ouenn paotred yaouank-se, haderien furnez ha levezac.

Ouz e vruched em eus gwelet eun arouezig (insigne), hini an Y.K.A.M.

Ha dionz an noz, goude koan, em eus e welet o varvailhat laouen gant Chob Pistrakou...

Gounezet oa bet ar brabanser gant kalon vat ar paotr dispont.

Ya, dispont e oa bet Fanch, dispont, glan ha seder, met bez e oa bet iveau « salver »...

Eur galon en devoa gounezet... eun eñe martez...

Bez e oa bet gwir soudard Jezuz-Krist, betek en eur friko...

PETROMIK.

GWALL-VOR



War ar reier garo
Klevit an dour-mor
O ruilh-dirullh ato
Pa storlok ho tor.

Evel mouez ar gurun
E yud war ar vein
Lakaat ' ray e bruzun
'Nep ' zo war e gein.

Tonennek e c'henou,
Evel eur c'hi klapiv,
Sailha 'ra a ruilhou
War ar vagig skañv.

Pa dorr e chadennou,
Kounnaret, diroll,
Gant e vlejadennou
E skrij ar bed holl.

Gwelit e wagonhou,
Gwenn-er'h penn-da-benn,
O tumpa o fennou
War an aodou gwenn.

War gern rouz ar reier
E lamm an dour soll
Sini 'ra ' vel kleier
Kleier an tan-gwall !

Strinka ha distrinka
Evel lammou-dour
C'hoant en deus da frika
Pesk ha bizin flour.

Strak-storlok ar bili
Ruilhet er mor bras,
Dindan dour o virvi
A zo evel glas.

Piou oar nag a zaelou
A laka da ruilh ?
Piou oar an enkrezoù
A gendalc'h da skuilh ?

Pet ha pet intanvez
A ouel en noz du !
Pet ha pet karantez
Rannet a bep tu !

Piou oar nag a gorfou
A vrein en e greiz ?
Spontus eo da donnou
O ! dour-mor va Breiz !

War ar reier garo
Klevit an dour-mor
A lamm-dilamm ato
Pa storlok ho tor.

LAOUENANIG BREIZ.

- 210 -

- 211 -

Sorc'hennou Yann Digredenn

= AN ILIZ =



Yann DIGREDENN a zo en em
gavet ganen, en deiziou-mañ,
tenval e benn. Hag e sonjen, ennon
va unan : « Peseurt preñv a zo
adarre o krignat e spered ? » Ha
Yann o tistaga d'in ar c'homzou-
mañ gant eur vouez trenk : « AN
ILIZ A ZO BEPRED ENEP AR
BOBL ! »

Ha setu petra em eus respondet
da « Yann-e-benn-tefival » :

N'eo ket an Iliz enebourez ar
bobl, met he mignonez. D'an ene-
bourien e klasker ober ar muia
droug a cheller. Gwelit ar pez a
dremen hirio dre ar bed holl.

Peseurt droug he deus graet hag a ra an Iliz d'an dud, Yann ?
Chomet eo genou Yann digor war nav eur.

N'eo ket droug he deus graet an Iliz, met vad. Gwelomp.
Piou he deus kaset d'an traon ar sklavelez ? An Iliz hag hi
hepken.

E Bro-C'hall, en amzer wechall, war dek million a dud e oa
nao milion a sklavourien, hag er broiou all e oa henvel, nemet
marteze e BREIZ. N'eo ket me hel lavar, met daou istorier bru-
det : TASIT ha Jul KEZAR.

Ar sklavour ne oa ket eun den e oa, eun aneval ne lavanet
ket. Gwerzet e veze ar wazed, ar merc'hed, ar vugale evel ma
vez gwerzet hirio ar chatal er foariou. N'oa ket ar sklavour evit
sevel tiegez. E kenver e vestr n'oa nemet eur varc'hadourez;
graet e veze outan hervez youl ar perc'henn; hemafi a c'helle e
werza, e laza zoken evel ma kare.

An Iliz he deus graet brezel hep ehan d'ar sklavelez.

**

Stad ar bugel hag hini ar vaouez a oa ken reuzeudik-all zoken er familhou dieub; an tad a oa mestr war vuhez pe varo ar bugel hag ar vaouez.

An Iliz eo he deus savet he mouez da lavarout komzou ar Christ : « Holl o'ch breudeur ».

An Iliz ives he deus diwaller ar briedelez diouz klenved an divorz ha miret he deus bepred ouz an den da gaout daou bried war eun dro.

Hi eo c'hoaz he deus bepred digaset da sonj d'an den eo difennet groñs laza eur c'hrouadur a-raok pe c'houde m'eo ganet; hi eo ive he deus embannet eo ar vaouez kevatal d'ar gwaz.

A-raok Jesuz-Krist, ar re goz ne veze ket graet gwelloc'h d'ezo eget d'ar vugale ha d'ar merc'hed : traou mizus ha didal-vez n'oant ken, hag e vezent sikouret... da verval.

Konta 'reer e oa, gwechall goz, eur mondian, Vediis POLLIO, hag a daole, bemdez, da besked e lenn, pemzek eus e sklavourien da zebri !

Plijadur meur ar pennou bras oa lakaat an dud d'en em ganna ouz al loened gouez. SUETON a skriv e varvas ospenn ument-mil den war dachennou-c'hoari ROMA, en eur ober eur miz !

A-raok Jezuz-Krist, ha gwelet e voe biskoaz eur paian o sevel eur skol evit ar vugale baour, pe eur c'hlañv-di evit ar beorien ?

Gant ar feiz kristen o c'houlaoui, avat, setu m'eo roet d'ar bugel ha d'ar vaouez o renk e-touez an dud.

Selaouit kentoc'h :

Prefed ROMA, HERMESIUS, gounezet d'ar Christ gant ar Pab Sant Aleksandr, a roas ar frankiz da 1.200 sklavour. Eun all, KOMASIUS, gounezet gant Sant Sebastian, a roas o frankiz da 2.000 sklavour. Santez Melani a reas heñvel d'an 8.000 sklavour a oa d'ezi.

Kaeroc'h c'hoaz ! En trede kanved, e voe gwelet azezet war gador Sant Per, unan bet sklavour : ar Pab KALLIST.

Hed-ar-wech he deus an Iliz difennet an dud izel, ar beorien, enep krisder ar re binvidik ha galloudus.

Hi eo a savas ar gwir or doa an dud keiz d'en em repui en ilizou evit tec'hout dirak hesklñerez o enebourien ha gwarizi an aotroulien lorc'hus.

An Iliz ives he deus krouet diou urz : hini an Dreinded hag hini L. V. an Drugarez, evit prena ar sklavourien. En deiz hizlo

zoken, en holl ilizou hor bro, da genver sul ar Rouaned e vez graet eur gest evit dont war skoazell an dud keiz-se.

PETRA HE DEUS GRAET AN ILIZ EVIT AR BOBL ?... Gouennit kement-se ouz ar milliadou a veleen, a venech'. a

leaned, a leanezed, a visione-rien a drezen o buhez o kelenn bugale ar bobl, o'ch ober wardro ar beorien glañv, o skigna sklerijenn ar feiz hag an deskadurez er broiou digenvez hag o teski d'an dud gouez beva, n'eo ket evel loeuned, met evel tud.

Ha goudeze, ma lavarit c'hoaz, Yann, eo an Iliz enebourez ar bobl, me lavar n'oc'h nemet eur spered fall, mouzet ouz ar sklerijenn.

MELEGAN.



HA GALLEG-SAOUT ADARRE...

Eun diviz etre an Aotrou Person hag e gurust...

— Mossieu Retteur qui qui est mort ?

— Marjan goz.

— Anteramant première classe qu'il y aura avec ?

— Oui.

— Il y aura les kantolor pour emporter ?

— Oui.

— Des goulou pour mettre dedans y a plus.

GWIRBATER.

||| EVIT SEVEL MAT HO PUGALE |||

An traou
n'emaint
ket
da ober :



An traou
a zo
da ober :

1. — Na rit ket outo o holl c'hoantou faltazius... *Buan e teufent da ober o renkou en ti.*

1. — Goulennit diganto ar pez hepken a zo diouz o nerz... *Buan anez e kolloz warno pep gal-loud.*

2. — En em renkit evit na c'hellint morse disenti ouzoc'h... *Aesoc'h eo mirout outo da zisenti eget n'eo o c'hastiza.*

3. — Gourc'hennit d'ezo nebeut a draou er memes amzer... *A-hent-all ne ouezint pe du trei.*

4. — Lavarit d'ezo, pa deuont en oad da gom-pren, perak e c'houlen-nit diganto tra pe dra... *Aesoc'h e vezd d'ezo senti.*

5. — Lakit anezo da deu-rel evez araoek rei eun urz bennak d'ezo... *Di-barfet ha dievez kenan eo ar vugale.*

4. — Na sinkanit ket di-war o fenn dirazo... *Buan e ouezint pe du mont evit kaout harp.*

5. — Na soroc'hit ket d'ezo hep kigarez vat ebet... *Dont a rafent da gemerout ar pleg d'ezo ober skouarn'vouzar.*

6. — Na lavarit ket d'ezo diou pe deir gwech ar memes tra... *Buan e teufent d'en em voaza da senti pa blijo ganto.*

7. — Na brometit ket d'ezo eur bern traou evit o lakaat da senti... *Deski a rafec'h d'ezo gwerza o chouzians.*

8. — Na c'hoapait ket, na damallit ket dirazo o mistri... *Dont a rafent da goll pep doujans evito hag evidoc'h.*

9. — N'it ket e kounnar pa vezd ret d'ezo hag e c'hastiza... *Sonjal a rafent emaoc'h oc'h en em venji.*

10. — Na chomit ket hep kemerout preder gant al levrijou a lennont hag ar gamaladed a zarem-predont... *Buan e c'he-fent beza breinet ganto.*

11. — Na roit ket d'ezo kalz arc'hant... *Buan e kavfent kamaladed da zeski d'ezo ober implij fall eus o danvez.*

12. — Na rit ket kamambre d'ezo... *O lakaat a rafec'h da fazia, rak buan e welint ne raio ket ar vuhez kalz kamambre d'ezo.*

6. — Grit d'ezo senti war an taol, penn-da-henn ha gant doujañs... *Evel-se e teskint lakaat diwe-zatoc'h ar re all da senti.*

7. — Gouzout penaos rei urziou d'ezo : d'ar re vihan lavarit : me a fell d'in e rafec'h an dra-man; d'ar re vrasoc'h : ret eo d'ezo hag ober an dra-man; d'ar re yaouank : ho tever eo ober an dra-man.

8. — Roit d'ezo da gom-pren e teu pep galloud a-berz an Aotrou-Doue... *A nez n'hell den kom-pren e gwirionez perak e rank senti.*

9. — Lakit anezo da gaout fizians ennoc'h... *Hag e sentint a galon vat evit ober plijadur d'ezo h.*

10. — Deskit d'ezo ober sakrifisou traou hag a goust d'an natur... *Hag e reoc'h anezo gwazed ha nann bapaigou.*

11. — Deskit d'ezo en em ziaeza evit ar re all... « *Ar bugel 13 vloaz n'euze ket en e galon c'hoant ober vad d'e gamaladed a zo eur bugel kollet* », a lavare Sant Yann Bosco.

12. — Roit skouer vat d'ezo... *Ar c'homzou a nij, ar skoueriou avat a chom, dreist-holl skoueriou mat eun tad hag eur vamm.*

DRADEM.

« O Rouanez ar Rozera, skoazell ar gristenien, repu ar bed-holl, setu ho pugale daoulinet dirazoc'h... Sur omp da reseo ho trugarez ha da gaout diganeoc'h ar skoazell a zo ret e-kreiz gwallinier hon amzer, n'eo ket avat abalamour d'hor meritou met abalamour da vadelez ho kalon a vamm.

...Ni, Tad ar Familh gristen a-bez, Vikel an Hini a zo bet roet d'ezan pep galloud en Nenv ha war an douar, hag hon eus bet digantan ar garg eus an holl eneou dasprenet gant e wad, ni a deu davedoc'h ha daved ho Kalon Dinamin.

D'eoc'h ha d'Ho Kalon Dinamm e konsakromp, n'eo ket hepken an Iliz Santel, gwallgaset e pep doare, met iveau ar bed a-bez, dispennet gant an draih ha dismantret gant an tangwall, ar gasoni hag ar fallagriez maget gantan e-unan en e greiz.

Ho pezit truez ouzomp abalamour d'ar mammou, d'ar priejou d'ar vreudeur ha d'ar vugaligou n'o deus graet droug ebet hag a zo gwasket koulkoude. Kemerit truez ouzomp dirak kement-all a vuheziou falch'het en o bleun, dirak er c'horfou drailhet en eul lazadeg euzus, dirak kement-all a eneou e anken o zremenvan ha war var d'en em goll da virviken.

O Mamm an Drugarez, goulennit evidomp ar Peoc'h. Met, araok pep tra, lakaat ar bed war e du mat ha digeri goulennit evidomp ar grasou a c'hell hent d'ar peoc'h.

Rouanez ar peoc'h, pedit evidomp ha roit d'ar bed e brezel ar peoc'h a c'hortoz an holl boblou en eur hirvoudi. Roit d'eomp ar peoc'h er wirionez, el lealded, e karantez Jezuz-Krist.

Diwallit an dud divadez hag ar re holl a zo c'hoaz e tenvalijenn ar maro. Roit d'ezo ar peoc'h ha grit ma pao warno heol ar wirionez ha ma c'hellint, a-unan ganeomp,

Hon Tad Santel a Pab Pi XII^{nt}
en deus lonsakret
ar bed-holl da Galon diamm ar Werc'hez vari



lavarout dirak ar Salver n'eus Salver nemetan: « Gloar da Zoue e barr an Nenvou, ha war an douar peoc'h d'an dud a volontez vat. »

D'ar poblou dizunvanet gant ar fals-kredennou hag ar gasoni roit iveau ar Peoc'h. Roit ar Peoc'h dreist-holl d'ar poblou se hag a ziskouez d'eoc'h eur garantez ken start ma kayer c'hoaz kuzet, e kement ti a zo, ho skeudenn venniget, o c'hortoz amzeriou gwelloc'h evit en em ziskouez,

Ya, roit d'ezo ar Peoc'h ha digasit anezo d'ar gêr, da di ar Gwir Bastor n'eus Pastor nemetan.

Da iliz santel Doue roit peoc'h padus ha frankiz leun. Harzit ouz an dour-beuz a venn lonka pep tra, dirollet warnomp gant paganed a c'hliz nevez...

Grit ma teuio an dud fidel da garout ar burentez hag ar wir vuhez kristen. Enaouit en o c'halonnou an tan a oa e kalon hoc'h ebestel evit ma labourint da greski niver servijerien vat an Aotrou Doue.

Konsakret eo bet dija da galon ho Mab an Iliz hag ar bed-holl, evit deski deomp lakaat hon holl fizians er galon-se hag en em harpa warni evit kaout ar viktor hag ar frankiz.

Adalek an deiz-man ra vezimp da virviken konsakret d'eoc'h ha d'ho Kalon Dinamm. C'houi hor Mamm ha Rouanez ar bed.

Dre ho skoazell karantezus ra zeuio buanoc'h rouantelez Doue, ra zeuio an holl boblou, sinet ganto ar peoc'h kentrezo ha gant Doue, da embann ac'hanoec'h eurus ha da gana, eus an eil penn d'egile d'ar bed, eur « Magniteat » a c'hoar, a garantez, a amaoudegez vat da Galon Jezuz, rak e Jezuz hepken e c'hellimp kaout ar Wirionez, ar Vuhed, ar Peoc'h. »

BRETONED, SAVIT HO PENN!

Re alies eo bet goapaet ar Vretoned. Goapaet eo bet o gizion, o gwiskamanhou, o yez, o c'hredennou, o feiz... Ha dindan an dismegans taiolet warno, kalz anezo a zo en em voazet da blega o fenn. Evit deski d'ezo sevel adarre o fenn e tisplegan aman, skaer ha berr, kaerder ha pinvidigez hor Breiz.



BREIZ EO MARTEZE PINVIDIKA RANN-VRO A ZO E FRANS

Rei a ra d'ez, eus an eil bloavez d'egile :

8 dre 100 eus he gwiniz;
56 dre 100 eus he gwiniz du;
15 dre 100 eus he fatatez da zebri;
85 dre 100 eus he hajou patatez ;
36 dre 100 eus he avalou;
21 dre 100 eus he ognon;
28 dre 100 eus he artichaot;
48 dre 100 eus he c'haol-fleur;
45 dre 100 eus he c'haol;
46 dre 100 eus he fiz-bihan;

Ha koulskoude douar Breiz ne ra nemet 36.232 km², ar 16^{es} lodenn eus douar Frans !

Evit ar chatal-korn, ar Finister eo an 3^e e Frans, ar Morbihan eo ar 4^e. Al Loar-Izella eo an departamant a gas ar muia a voc'h a zianvaez.

Ar Finister eo, a galz, an departamant kenta evit niver ha danvez ar c'hezeg.

BREIZIZ EO, HEP MAR EBET, KENTA SOUDARDED FRANS

250.000 anezo o deus roet o buhez evili war dachenniou ar brezel 1914-1918.

Ma vefe bet kement a C'hallaoued, diouz o niver, eget a Vretoned, ar Frans elec'h 1 million ½ a soudarded he dije bet kollet 3 milion.

Ar bevare eus prizonerien ar brezel-man adarre, a zo Bretoned. Int-i eo a voe kavet ar gouesta da vont a-benn en tan er Beljik.

BREIZ A RO D'AR FRANS 60 dre 100 eus he fesketonien; 50 dre 100 eus he martoloded-kenwerz; 46 dre 100 eus he martoloded-brezel.

**BREIZ EO AR RANN-VRO A RO D'AN ILIZ, e FRANS,
AR MUIA A VELEIEN, A LEANED,
A LEANEZED A BEP LIOU:**

ar muia a visionerien iveau.
12.000 beleg misioner - pe wardro - a zo er bed katolik.
Eur 4.000 bennak anezo a zo Fransizien.

Eus ar 4.000-se, ez eus wardro 1.500 beleg, ha 42 eskob eus a Vreiz. Ma vefe bet kement a visionerien dre ar Frans (la « France missionnaire ») eget e Breiz, he dije bet, n'eo ket 4.000, met 20.000 !

Ma vefe bet ken stank ar visionerien en holl vroicou katolik eget e Breiz, an Iliz he dije bet etre 200.000 beleg misioner !

Ha ma kontfen al leaned hag al leanezed ! !

Ma vefe bet koulz an Iliz a-bez d'ar misionou eget Breiz, n'eo ket lavaret e vije bet ken eur paian war an douar. Da vihana an Aviel a vije bet prezeget dre holl.

BREIZ EO AR RANN-VRO A RA D'AN ILIZ AR C'HAERA ALUZENOU

Eur skouer : evit ar bloavez 1944, en desped da bep tra, eskopti Kemper eo ar c'henta e Frans evit « Breuriez ar Feiz ».

Gwelout splann a rit, ar renk a enor a zalc'h Breiz e Frans hag er bed.

Ar C'hallaoued eta, ha ne welont e Breiz - ha niverus int - nemet brug, gweleou kloz, sier-binion, brageier-bras ha... tud dilerc'hiet, a laka doun ar biz en o lagad.

Ar Vretoned o deus mez gant o ouenn ha gant o brezoneg a zo diskiantoc'h c'hoaz !

WAR-SAO BREIZIZ !

Dindan pluenn eur Vreizadez em eus lennet penaoz, ma teufe - Doue ra viro - mammou Breiz da chom hep deski brezoneg d'o bugale, aelez ar baradoz a ziskennfe d'hen ober !

N'ouzoun ket.

Ar pez a ouzoun : ar bed a zo eun ograou krouet gant Doue evit kana e veuleudi.

Pep yez a zo eun notenn dishenvel en ograou.

Ma teufe ar brezoneg da devel war vuzellou Breiziz, eun notenn nebeutoc'h - unan eus ar re gaera - a baouezf'e da gana gloar d'an Holl-C'halloudek, hag ar veuleudi, paouraet, ne vefe mui ken plijus d'Ezan.

Ouspenn, glac'harsus e vefe d'eomp-ni kristenien, ne zervijfe ken ar brezoneg da bedi, eur yez hag a zo bet war deod kement a sent hag a dud vat, eur yez hag a zo bet keit all oc'h ober tro ar bed hag o tougen sklerijenn an Aviel.

Deuet eo ar mare d'ar brezoneg da drec'hi pe da vervel !

Trec'hi a raio, ma karomp !

Komzomp brezoneg !

Lennomp ha skrivomp brezoneg !

Pedomp ha kanomp brezoneg !

Deskomp d'hor bugale brezoneg !

Holl a-unan, dorn ha dorn, kaeomp ouz ar mor galleg a zo war-nez beuzi Breiz ha beuzi war eun dro he spered, he gened hag he holl leveou.

Ne garfemp ket, emechans, e c'hellfe hor bugale hag hor bugale vihan a zesko an istor, rebech d'eomp- beza laosket ganto nemet ludu, relegou, dismantrou eur vro hag he deus bet, evit ar wech, kement a vadelez hag a vrud !

Kalz re a dud o deus labouret da zivreiza Breiz.

Distaga o deus graet ar Vretoned yaouank diouz ar re goz. Ober o deus graet anezo diavaezidi en o bro.

HENVEL E KAVAN HON TUD YAOUANK HIRIO ouz skourrou diframmet diouz o gwezenn, ha drouk-staget ouz eur wezenn all ha n'eo ket mamm d'ezo.

N'eo mui Breiz a zo o rei seo d'ezo.

Eur vagadurez all eo a gavont breman, dishenvel-tre diouz an hini vreizek. Ar fronez a zougint ne c'hello ket beza ar memez blaz ganto. Gwelout a reomp a-vreman petra int :

begou drouk-livet,
gwickamantou divodest,
skanvadurez,
dizonestiz,
diegi,
aoun rak ar vuhez...

Kant si all a ziskar bemdez muioc'h ar Vretoned ne gomprendont mui kaerder hep par ar vertuziou hag an nerziou-ene o doa o savet ken uhel.

HENVEL E KAVAN HON TUD YAOUANK HIRIO ouz bugale emzivad. Ar re-man n'eman mui lagad o zad o para warno, na kalon o mamm o tomma o hini.

Sevel a reont evel ma karont : gwall skoueriet a-gleiz hag a-zhou, den d'o hencha.

Daoust ha n'eo ket iveau stad hor yaouankizou ? Kerent o deus, hag eo evel n'o defe ket !!

Ne reont netra diouto !

Ne heuliont ket o skoueriou,

Ne valeont ket war o roudou,

Faë e vefe ganto !

Hag evel bugale digerent, emaint prest da heulia kement giz fall a zeuio a-ziavaez !

Ne garfemp ket, emechans, e c'hellfe beza tamallet d'eomp eur wech bennak, beza laosket BREIZ da goueza en he foulle dre hol leziregez digompre... Awalc'h a zismantrou a laoskimp c'hoaz war hon lerc'h...

Prezegenn an Aotrou Chaloni Favé e pardon bras ar Follgoad 1942

Auxilium christianorum, ora pro nobis

Itron Varia 'r Follgoad, sikour ar gristenien, petit evidomp

Aotronez Eskibien,

Va breudeur ha va c'hoarezed kristen.

Kaer pardon ar Follgoad.

Kaer pardoniou Breiz,

Kaer pardonou bet, er bla-man, adarre ar pardoniou en hor bro!...

Diaesoch diaessa e teu mont e tu ebet a-bell, ha koulskoude eo bet stank ar bardonieren diredet d'hor chapelioù, pep-hini egiz m'en deus galiet: war broad, war varc'h-houarn pe e gweturiou dre gevez. Eur bijadur eo bet gwelout, evel e amzer va bugaleaj, charabaniou leun a re goz hag a vugale o vont da bardona, ha, tro-war-dro d'ar chapelioù, kiezeg distarnet o tribi, hag an dud o leina, azezet war a yeot.

Devotoc'h eo bet ives hor pardoniou: nebeutoc'h a guruziteou, a gomediou, a choariou a bep seurt, nebeutoch a ziavaezidi o tigri o genou, muloc'h a dud o pedi kalonek hag oc'h heuillh an ofisou hag ar prosesonion, o chapeled en o dourn. Kontant e ve bet adarre achanomp, er bla-man, an Itron Varia, Santez Anna hag ar Sent koz.

Met, etouez ar pardoniou-se, daoust ha bezez eus unan hag a ve pedet kement ennan evel pardon ar FOLLGOAD? Ne gredan ket: Gwerch'ez Santel Bro Leon a c'hell beza lorzh enni. Mar deo stank ar chapelioù war douar Sant Korantin ha Sant Paol, diwar leve I. V. ar Follgoad eo e sav moarvat war-zu an Nenv ar bedenn kreva, c'houeka, galloudusa; aman eo e tie ar Werch'ez Vari beza ar brokusa gent he grasou.

Perak omp deuet aman ? AR BREZEL

Tad Santel ar Fab ha war ar Vro. Abaoe or kendalc'het d'e gana, rak ar brezel, siouaz! n'eus ehan ebet gantan. Da bep mare e tarz etre ar broiou ar brezelou a laz. Etre daou, ni, kristenien, hon eus da chouzany brezelou all a laka war var buhez an emeou hag e teuer aman da choulienn digant ar Werch'ez chadenna, e puns an ifern, an drouk-sperejou a ra o reuz war an douar.

Sonj hoch eus er bloavez 1924 pa zavas ano gant ar gouarnamant da waska an Iliz, gwazed Leon ha Treger a zeus aman, galvet gant hon Aotrou 'n Eskob, evit goulienn kuzul ha sikour. Touj a rejoant chou hiklila dirak eur gouarnamant heskiner. 20.000 gwaz a zifedas... ar gouarnamant eo a gilas.

Hirio adarre eur mor a dud, eun engroez, er chapel ha war an dachenn. Petra zo bet ouz hor poulza da zont?

N'eo ket diaes gout, siouaz! Ar vamm a vez sonj dreist-holl anezhi pa vez ar gwasket pu ankeniet...

Ar brezel a zo atao warnomp gant ar gwaligner a zeu d'e heul: ar boan, an anken, ar ch'hanv, marteze hepdale ar gernez hag an dispach.

Tenn hag hir eo ar brezel,

« Ar peoc'h, o Maria ! »

Savet eo bet ar c'hantig a ganomp, er bloavez 1873, gant an Aotrou GUILLOU, eus à CLEIDER, da genver eur pardon bras graet d'ar zul diweza a viz mae evit goulienn skoazell ar Werch'ez war hon

Hep ehan ives e vezomp dalc'het gant brezel ar vuhez; kaled ha kriz e vez a-wechou. Da belec'h mont da zivech'ha ar galon nemet e kalon ar vamm?

En deiziou-man, en eur chaplig vihan war ar maez, e welis eur vaouez yaouank, daou grouadur ouz he heul. Lakaet he devoa eur choulaouenn dirak skeudenn ar Werch'ez ha, war bennou he daoulin, e pede. Dibuna a rae greunigou hé chapeled gant feiz, he daoulagad leun a zaelou o para war ar Werch'ez? Petra lavare-hi d'he mamm eus en Nenv? N'ouzoun ket a-walch, met moarvat eun dra bennak evel-hen:

« Santez Mari, bezet truez ouzin! Setu daou vloaz zo hag oussenn n'am eus ket e welet hag e kavan pouunner ar zamm da zougen va unan. Gouillo ha yen e kavan an ti hag an traou ne deont ket evel ma karjen. Diaes eo d'eur vaouez kas eun tiegez en-dro, sevel mat ar vugale; dichans a zo bet war al loened hag a-wechou e sav sinkan etre tud an ti... Meur a wech e vennan fallgaloni. Hastit 'ta buan digas d'ar gér tad ar vugalgou-man!... »

Mont a reas kuit, kennerzhet ha laouenaet; du-ze a-us d'an aoter, ar Werch'ez he doa mouz'hoarz etout gant karantez.

Hag e kalon pep den, brezel c'hoaz! ar re wella ac'hanomp o deus da stourm, da enebi ouz o zechou fall, primm da, zevel o fenn an distera ma vez lezet kabestr ganto; stourm enep skoueriou fall ar bed, enep an drouk-spered. A-wechou e tigouez gameomp kaout an tu koll, e venном fallgaloni ives hag e teuom, mezek, da chouleñn pardon. E ti ar Vämm eo aesoch divec'hia ar goustians. Doue a oar pet ha pet o deus kavet e chapel I. V. ar Follgoad peoch o chous-tians.

« Tenn hag hir eo ar brezel :

« Ar peoc'h, o Maria ! »

DEUET OMP DA BEDI

EVIT AR VRO

EVIT AR BED

Met hirio, n'eo ket a-unanou eo ez omp deuet, met eur boblad tud a-bez, en hor penn hon eskibien. Hor Bro eo a zo gwasket ha lakaet en eur stad truezus.

Hor Bro trech'et, dalc'het c'hoaz. Doue a oar betek peur, dindan galoudi am estren; keit all a oa n'oia ket bet breset douar Breiz gant enebour ebeti.

Hor Bro, kollet ganti 100.000 soudard yaouank...

Hor Bro, 1.300.000 eus he bugale c'hoaz en harlu hag e konter ez eus anezo 300.000 Breizad, unan war bevar!

I. V. ar Follgoad, deuet omp da bedi evit hor BRO.

Ha ma karomp sellout peilioch, dreist harzou Breiz, dreist harzou Bro-Frans a-bez petra welomp? War smor ar bed, keit ha m'hell hon daoulagad tizout, tarziou gwenn pennfollet, hag ar broiou, evel listri, strinket ha distrinket o vont a-benn an eil d'egile, oeth en em flastra. Petra a dud a zo war an douar? En tu all da zaou willard, diouz ma laverer; pet milion a jom c'hoaz distrob diouz ar brezel? Nebeut a-walch, nebeutoc'h nebeuta bemdez.

I. V. ar Follgoad, deuet omp da bedi evit ar BED.

Ennomp hon unan e lavarom: peur eta e vo fin d'an drailli? Daoust ha kollet o dije an dud da vat o skiant? Eur chamarad-brezel a lavare d'in eun dervez: « Gwasoch eget al loened mut eo

deuet an dud da veza; al loened n'en em dagont nemet gant ar pez en deus roet o chrouer d'ezo evit en em zifenn: o skifou hag o dent... An dud a laka o spered da labourat evit ijina bemdez binviachou nevez a vrezel, evit ober dismantrou gant ar pinvidigeziou bet dasstumet gant o zud koz hag astenn buanoch rouantelez ar maro. Eun druez eo!

** Tenn hag hir eo ar brezel,*

** Ar peach, o Maria ! **

Hag e-serr ar brezel-se e welomp dismantrou all war dachenn ar sperezou hag ar chalonou. E-kreiz an trouz hag ar freuz eo e ra an diaoul e labour. An ch'redennou sanket an douna er bed, ar ch'redennou kristen, a zo laoskaet o gwirizou ha setu i och horjella; eun 'avel foll a zo diroll et war an douar hag a venn o zamma. Dall eo aet ar sperezou, ar gevier hag ar sor'hennou dibocil a chouunit tachenn. Doue a zo lakaet a beg seurt en e blas; ar Vro, ar Ouen, ar Gwad, ar Galloud, ar Archant...

Hag ar pez a zo ar gwasa, n'eo ket hiniennou a dud eo a zo o klas diskar rouantelez Doue, n'eo ket hiniennou a dud eo a zo o skigna kredennou faoz, met poblou tud a-bez deuet da veza mevelien an diaoul.

C'hous 'lavaro d'in marteze eo chomet yach hor bro Breiz; taolomp evez! dre zil ha dre laer ez a an dour da goll dre ar chaoser; ar memes tra eo evit ar ch'redennou faoz...

Da heul ar ch'redennou-se ar chalonou a zo iveau, nebeut ha nebeut dianket, dinerzet, disturiet, hag an droug, livet kaer, en deus allies muloc'h a ch'alloud eget ar mad.

Perak chom hep heulih froudennou hor spered?

Perak kredi kement a lavar an Iliz hag ar veleien? N'omp ket bugale ken!

Perak senti outo?

Perak nach o c'hoant ouz an techou fall?

Perak en em ziaenza?

Yudal a reont krenvoch eget biskoaz, an techou fall, evel bleizi naonek. Torret o deus o naskou; goloet eo ganto mouez an Aviel.

Dre ar bed a-bez setu digor ar brezel, furnez ar bed enep furnez Doue, en eun emgann spontus!

Bec'h d'al LABOUR.

Ar pez a zo bet graet e penn kenta an ILIZ.

Koulskoude n'omp ket deuet aman netra nemet evit hirvoudi ha sini glaz ar bed kristen. Selaouomp ar Wer'hez Vari o konta d'omp hech' amzer.

Goude beza bet epad meur a vil vloaz o trei en denvalijenn, e oa kouezet izel ar bed, izeloc'h eget n'hellomp kompreñ. N'oa ket evit en em zevel hep ma teufe an Aotrou Doue d'en em emmel en eun doare nevez.

A-uman gant Diouganerien an amzer goz, eur plach yaouank a bede evit hasta donegedez ar Mesias. Pa voe digouezet ar mare deiziet gant Doue, Jezuz a voe ganet gant ar Wer'hez Vari hag en eur rel Jezuz d'ar bed e roe Mari d'ar bed ar zilvidigez.

Penaos en deus en em gemeret Jezuz? Embann en deus graet an Aviel e bro e gavell, sanket en deus en douar eun wezenig zister, an Iliz... migmoned en deus bet, enebourien iveau... gwall-gaset eo bet

gant ar re-man, hag, a-benn ar fin, staget ouz ar groaz e lech ma varvas. Mouez an Aviel n'eo ket bet mouget evit-se; ebrestel a zo savet, kenerz gant Mamm Jezuz, hag an Aviel embannet, an Aviel bevet a zo deuet da veza evel eun tammo goell en toaz, en deus en em zilet dre ar bed a-bez, ha, gant nerz, gant lans ar goell kristen, kouezet eo en e boull ar bed koz ha payan, kignet ma on en e greiz, dizac'h et ma oa diouz an traon. An dud kollet e tenvalijenn ar gevier, daougleget diindian yeo an drouk-spered, a zo savet en o zav hag o deus kerzet, o daoulagad troet war-zu an Nenv. War zismantrou ar bed koz, eur bed nevez a zo bet savet, lintrus en e feiz hag ennan, stank, bokedou nevez ha, n'oa ano ebet anezo gwechall; ar ch'lanied, ar garantez, an umilie, an drugarez... bokedou ganto chouez var ar Baradoz.

Pebez kentel evidomp!

En hon amzer iveau eo kouezet izel ar bed; met arabat eo d'omp chom da geuzi war an amzer dremenet, da ouela war an dismantrou evel ar Yuzevien war zismantrou templ Jeruzalem... Bezomp fizians! Al labourer douar, pa vez bet drastet e zrevajou gant gwall-amzer pe gant reo, ne jom ket da huanadi war e binividigez kollet, met adarre en alar en douar evit ar gounidou da zont. Ni a die ober evel ar Wer'hez Vari, pedi ha poanla evit donegedez Jezuz e-touez an dud.

Da genta, PEDOMP! Pedomp evit ar bed. Evel an Diouganerien Koz, evel ar Wer'hez Vari, pedomp an Aotrou Doue evit ma splanno adarre dirak an dud, en eun doare nevez mar deo ret, evel da genver donegedez Hor Salver Jezuz-Krist, e sklerijenn hag e ch'alloud.

POANIOMP iveau! Daoust hag hep poan eo bet savet ar bed kristen? Eun Doue a zo maro ha war e lerch, gant ober tri c'hang vloaz hepken, daouzek milion a verzerien o deus skulhet o gwad evit renta testeni d'Hor Zalver.

Hirio, Hor Zalver a ch'halv d'ar bedenn, d'al labour, d'ar verzenti, ma vez ret, e vignoned.

TUD DIDALVEZ !

Da genta, bez' ez eus tud ha n'eman ket Doue e-chal ganto evit e labour, tud didalvez, tud nul evit al labour kaer a zo da ober.

Tud didalvez ar re ne zonjont nemet enno o-uman, n'o deus souri na darbar ebet gant ar re all. Ebrestel Hor Zalver a gerer preder gant ar re all, gant ezmoumou o ch'horf hag o ene, a oar en em ankounac'hant o-uman; met ar re n'int troet nemet gant o « me » ha « ni » a zo tud didalvez, tud nul evit silvidigez ar Vro, evit silvidigez an Iliz!

Tud didalvez ar re o deus roet o chalon d'an archant. Ret eo choaz etre Doue hag an archant; n'hellomp ket servicha daou vesta asambles. Tu pe-dou e rank mont an den, n'hell ket chom etre daou, n'hell ket tapa eus an daou du. Stank eo en hon amzer ar re a zo krog enno klenved ar gount archant, gount n'eus fors pegement, gount ne vern penaos... Gwerza ar ch'era ma ch'eller ha goude ma ve lod en dienez; ar ch'lanied-se a zizec'h ar galon. Lod a levaro: pep-hini d'e dro, ni a zo bet pell a-walch en dienez... Komouz evit-e a zo chouezet gant furnez ar bed. Doue eo a varno! Da chortoz n'eo an dud-se nemet tud didalvez, tud nul evit labour bras an abstolerex.

Tud didalvez ar re ne zonjont nemet en o flijadur.

Setu tud dimezet o terri lezennou santei ar briedelez hag o vouga eienem ar vuhez. N'eo ket fin a-walch' emezo, ar priejou o deus kaiz bugale! Nemet gant tud fin evel ar sperejou bras-se eo e vez diskaret ar broiou ha karget an ifern. Daoust ha gwir e ve ar pez a embanne n'eus ket pell eur skrivagner katolik: e Bro-Francs, war gant tiegez ez eus 53 hep krouadur, 23 gant eur chrouadur nemetken hag e chom 24 dre gant hag o deus diaou grouadur pe ouspenn? Dre an hent-se ez a buan ar feiz da netra hag ar vro d'ar bern.

Gout a ran n'eo ket kablus an holl brijejou a zo gouullo ar ch'aveil en o zi; n'eo ket ar priejou mestr war ar vuhez, ne damallan den, Doue eo a varno. Aniaout a ran priejou disher hag a yafe da bell da bardona ma oufent e rofe Doue eur chrouadur d'ez. Koulskoude, n'eus ket da jipotal, brokusoc'h eget an dra-ze eo bet an Doue Krouer p'en deus silet e gwad an dud ar galloud da greski ar vuhez. Ha setu ma 'z eus priejou ha na glaskont er briedelez nemet o flijadur: gwazed ha merched kentoc'h — n'int ket din eus an ano kaer a bried — hag a zo bet, mar plij o chouleñ digant an Iliz, kuzat gant mantell ar zakramant, mez o buhez... A-hed o buhez pe dost, emaint er stad a beched... Tud didalvez, tud nul evit silvidigez ar vro, tud nul evit silvidigez an Iliz.

A drugare Doue, Breiz n'eo ket c'hoaz kouezet ken izel, met en em skigna a ra en hor Bro Ivez ar c'hlived brein-se.

Setu tud yaouank, paotred ha merched, pennou skanv, kaloumou techet abred Petra? Klevet am eus eo dirollet ar yaouankizou, e kalz parreizou, gwasoch eget biskoaz, gant dansou ha dizurzou a bep parreizou Bro-Leon end-eun!

Ne lavaran ket e ve difennet d'ar re yaouank diroufenna o zal, en em zarempred evit en em anaout, met eun uzaj a zo evelkent, hag a zo lakaet harzou d'ezan gant an onestez. Daoust ha dall e vent deuet da veza, pe divezet a-grenn? Daoust ha berrwelet e ve o zud pe di'halloù war o bugale? N'eo ket digaset c'hoaz d'ar gér relegou o breudeur maro war an dachenn; n'eo ket c'hoaz distroet d'bro an dud o deus hon trec'h hag a zo aze en hon touez o c'hoarzin goap d'emp; n'eman ket c'hoaz en hon touez an 300.000 Breizad a zo gant o zede bloavez harlu hag eman hor yaouankizou o folli hag o zud o chom dizeblant? Tud didalvez, tud nul evit silvidigez ar Vro hag an Iliz. N'eo ket c'hoaz gant ar seurt-se e vo savetaet netra!

Ya, rei a reont archant evit sikour ar brizonerien. Met ma oufe ar brizonerien peseurt buhez a ren lod eus ar re a vez o paea pe o kaz pakajou d'ez: breudeur, c'hoarez, gwragez zoken siouaz! pa resevient ar pakajou n'ouzoch ket e petra e sonifent? en tamm bara a vez stlapet d'ar paouez e lost an ti evit kaout peoch' dioutan, en tamm askorn a vez taolet d'ar c'hi e stern an daol evit ma chomo sioul. Petra 'glask ar brizonerien en o fakajou? Peadra da zibri sur a-walch' met ouspenn, c'houez ar garantez, hag ez eus pakajou hag a zo ganto c'houez ar peched.

ESTREGET TUD DIDALVEZ A ZO.

A drugare Doue bez 'ez eus estreget tud didalvez en hor Breiz; bez 'ez eus c'hoaz tud a zever hag eno eman hor fizians hag hol iaouenedigez.

Meuleudi d'eo'h, gwragez ar brizonerien hag a zalc'h penn ha kalon e-kelt ha m'eman ho kwazed du-ze. Poania a rit evit ma

vo pep tra en etat pa zigouezo an ozach er gér; mont a rit dreist hoc'h aes awechou. Poania a rit evit sevel mat ho pugale hag ober anezo gwazed ha merc'hed din eus o zad.

Meuleudi d'eo'h, tadiou ha mammou aet koz hag hoc'h eus ranket starna adarre; a galon vat e roit d'ho tud ha d'ar vro ar restachou eus ho nerz hag eus ho puez. Kaera skouer evit ar yaouankizou.

Meuleudi d'eo'h, priejou hag a vir lezennou santei ar briedelez, hag a veih war ho tud yaouank. Goap a vez graet achanoc'h awechou, martez; bezit dinez'h, Doue ho tigollo! Atao war well! Ho tiegeziou a die beza evel ilizou elec'h ma vo savet sent evit ar Baradoz.

Meuleudi da wazed ha da verched an « obererez katolik ». Gwelout a reomp meur a hini o rei o amzer d'an abstolorez; kemmerout a reont kargou en emglevioù a bap seurt emaeur o sevel, war dachenn ar vicher, ar familh, ar yaouankiz, ar barrez pe ar vro, kargou pouunner da zougen awechou. N'eo ket o klask o aezamant-buhez eman an dud-se, na mad o yalc'h, na brud didalvez, nemet o klask an tu da rei da glevout mouez an Aviel e pep lec'h, klask an tu da lakaat diazeza pep tra war al lezenn gristen. Ha ma teu d'ezo mont skulz, mennout dilezel o c'harg, ra gemerent hent unan eus hor chapelioù pe hon ilizou hag aze goulemen kuzul ha nerz digant Hor Zalven hag e Vamm, ha nerz-kaion da vont war a-rack gant an ero boulch'et.

Meuleudi d'eo'h, yaouankizou hag a boagn da veza tud a zever, tud a feiz, tud a vuhez renket hag onest. Bez 'ez eus anezo stank! N'eo ket pec'hed d'in emichans lavarout an eus paotred ha merc'hed an Y. K. A. M. Bez 'ez eus en o souez eneou kaer hag a ra mez, lies gwech, d'ar beleg ma 'zoun, pa lennan o lizeri pe pa glevan ar vad a reont en-dro d'ez. Deski a reont an tu da veza santeloc'h o-unan bemdez ha da zikour ar re all d'en em zantelaat; awechou e rankont stourm ouz tud divergont a zo o flijadur glacurenn, babouzat, evel melch'od. Deski a reont karout kement tra 'zo kaer: o douar, o maeziou, o micher, o zud, o bro, o Doue...

Deski a reont an doare da ober implij vat eus o yaouankizou; deski a reont n'int ket lakaet war an douar evit ober o fenn o-unan, met evit ober o dever.

Deski a reont chom glan ha kaout resped evit merc'hed yaouank ar maeziou, beilha gant evez war o chalon, poania bemdez ganto o-unan evit beza e tu da zever sun dervez sun tiegez hag a vo enor o zud hag o bro.

Diredet int aman er bla-man, ar yaouankizou, niverusoc'h eget biskoaz; gwelet am eus an henchou leun ganto war o marchouarn hag e kemeran tro da lavarout d'ez: kendalc'hit paotred! Kendalc'hit merc'hed! Ar Vro hag an Iliz a fach warnoc'h. Meuleudi d'eo'h! Ya! yach eo c'hoaz ar gwad a red e gwazed yaouankizou Breiz. Er bleavez a zeu, ma plij gant Doue hag gant an Aotrou'n Eskob, eman em zonj gervel aman, war dachenn ar Folgoad, holl baotred yaouank Bro Leon, evit pedi hag aspedi, evit gonestia d'ar Wer'hez hon emzao ha martez, ra blijo gant Doue selaou hor pedenn, e vo ar pardon-se eur pardon a joa hag e teuomp aman da drugarekaat ar Wer'hez evit ar peoch' deust endro war an douar, pardon ar Peoch', pardon ar Magnificat.

Kristenien, bodet hirio e-harz treid L. V. ar Folgoad, pedomp evit yaouankizou hor bro.

Dar baotred yaouank hag o deus c'hoant da ober o dever penn da benn e kontin eun istor.

An aotrou CLOCHE, beleg eus eskofti Raozon o oa eur c'hamarad brezel d'in; karget oa eus yaouankizou kristen ar maeziou e eskofti, serjant oa en 248^e reijmant linenn. Meur a wech en devoa lavaret: « heman 'zo eur reijmant re goz, 35 bloaz pe ouspenn an darn vuia ennan, dimezet kalz anezo. Ma sav eun tamm draiñh e vo primm d'in dont d'ar gêr dibistik : n'hellin ket lezel va flas gant eun all pa vo riskl. »

Breman ez eus bet daou vloaz, d'ar 14 a viz Even, edo e gompangneuz en eur vourc'hadenn vihan. Eur charr-brezel alaman a zeus war ar vourch; dae oa enebi outan. D'ar mare-se, e oa kavet eun doare nevez da stourm ouz ar c'hirri-brezel: teurel warno eur voutailhad esans hag e kroge an tan enno. Eun tad a familh eo a zonet karget gant ar c'habiten da vont war ar charr-brezel. Met eur vouez a zav: « Me a yelo en e blas. » An aotrou CLOCHE oa; d'ezan an enor da ober al labour risklus-se. Ha setu hen oc'h en em stleja dre eur brouz-koad evit tostaat ouz ar charr. En eun taol e sav en e zav dirazan, eman o vont da vanna e voutailhad esans, met prim-moch' etegan ar vindrailherec he deus labouret... draiñhet eo ar paour-kaez den, maro evit e Vro hag evit e vreudeur.

Du-ze, e Breiz-Izel, en eun tamm lochig paour war ar maez, eur vaouez yaouank a zo oc'h ober stamm e-serr pedi Santez Anna da veilha war he fried, hag eur verchig vihan o teski distaga an he zad: sakrifis eur beleg en deus miret d'ezo eur pried hag eun tad. Graet en deus an Aotrou CLOCHE e zever, marteze muioch' eget e zever, nemet eo ret e ve lod hag a ya dreist o dever evit ober mez, mar deo posibl, d'ar re a vez bepred o sacha a-drenv dirak an dever.

Kristenien! deuet eo ar mare evidomp d'en em starda endro d'houeskibien ha d'hor beleien. Lavaromp hirio d'an Aotrou'n Eskob DUPARC, eskob koz ar Vretonec, d'an Aotrou Arch'eskob ROQUES, Eskob nevez Ker-benn Breiz, e fell d'eomp heuilh o gourc'hennou bepred gant doujans. Start endro d'ho peleien, bugale ho pro; start endro d'hoc'h ilizou ha d'ho chapeliou koz.

Ni Breiziz hon eus moarvat eul labour kaer da ober dre ar bed. Abaoe ma 'z eus anezo eo bet Breiz eun eienenn grenv a feiz, kaset he deus he misionerien da brezeg ar feiz e pep bro. E pelec'h eman an aod ha n'eus ket douaret enni eur breizad evit sanka Kroaz Hor Zalver? Breiz n'eo ket bras, met moarvat brasa pobl misioner a zo bet war an douar abaoe kanvedou; eur misioner war dek dre ar bed a zo breizad.

Paour eo hor bro a vadou ar bed-man ha ma 'z eus eum tammiq aezamant etouez an diud eo abalamour ma labour start an holl; paour eus madou ar bed, pinvidik eo bet a viskoaz a feiz kristen.

Achanta! d'eomp-ni hag a zoug anoiou misionerien ha sent, d'eomp-ni da gerzet war o roudou. Pa gouez war ar bed eun denvalijenn pounner, poaniomp evit ma vo Breiz din eus ar gang kaer a ficio Doue enni: « beza e kornog ar bed koz tour tan an Aviel », misioner Hor Zalver o tiskouez d'an holl hent ar zilividigez evit ar bed-man hag evit ar bed all.

Evel-se bezet graet.

Ra vezou meulet Jesus-Krist !... Bepred !



Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

Karantez St-Fransez evit ar Grouadurien

Va breudeur ha va c'hoarez ker.

En e yaouankiz hag a-raok beza distroet ouz Doue, Sant Fransez a chome hamet gant an holl draou krouet. Kement a garantez en doa evit an natur ma oa eun dudi evitan gwelout an oabl stereennet, an heol lugernus, ar parkerier glaz, ar prajou marellet, an douarou gwiniennus ha kement tra a zo kaer d'an daoulagad.

Hogen evito o-unan eo e kare an holl draou-se, pe gentoc'h evitan e-unan, abalamour d'ar blijadur en doa o sellout outo. Evit gwir eta, hen e-unan eo a gare dreist pep tra.

Evit hen distaga dioutan e-unan hag eeuna ar garantez en doa evit ar bed krouet, Doue a zigasaz d'ezan ar c'hlenved. An den yaouank a gomprenas kerkent pegen displeud ha pegen didalvez eo drezo o-unan an holl draou en doa kement karet a-ziagent. Adalek-neuze, e lec'h o c'harout evito pe evitan e-unan, e welas e pep'hini anezo eur skeudenn eus galloud, kaerder ha madelez an Aotrou Doue; e garantez, dibradet, a savas neuze dreist ar grouadurien evit tizout an hini en deus o c'hrouet:

« O ! eme Tomaz a Celano, piou a c'hellfe lavarout pegement e kare Fransez kement tra a zeu eus Doue ?... Penaos displega gant pebez teneredigez e kave en holl grouadurien, furnez, braster ha madelez o C'hrouer !... Dirak pep'hini anezo e tride gant al levenez hag e pep hini anezo e vele splann an Hini a zo penn-abeg da bep tra. »

Ar grouadurien a zo da genta, evit Fransez, eur skeudenn eus galloud ha furnez an Aotrou Doue.

Pa wel an heol gant e vannou lugernus, pe an noz skleijennet gant al loar hag ar stered diniver, pe ar mor bras kounnaret o sevel hag o tiskenn, pe an douar o tougen frouez puilh, ar Sant o chom mantret ha bamet. E nerz an tan e kav eur merk eus nerz an Aotrou Doue hag e doare-beva ijinus ar gwenan eur merk eus e furnez :

« O Doue, hon Aotrou, eme ar Skritur-Sakr, nag estlammus eo hoc'h Ano war an douar a-bez !.. An nenvou a zispleg gloar Doue hag an oabl a gan galloud e zaouarn. »

Evel ar profed David, Fransez a wel galloud Doue e pep lec'h; e-kreiz an noz, pa vez o kana e ofiz gant e Vreudeur e kouent ar Borsionkul, ne ra nemet unan gant an tri Bugel e fournez Babilon evit kas d'ezan enoriou ha meuleudiou :

« Holl oberou an Aotrou, lavarit bennoz d'ezan ...Aelez, ...Nenvou, ...doureier, ...galloudegeziou, ...heol, ...loar, ...stered, ...tan ha tomder, ...glaou ha gliz, ...erc'h ha skorn, ...sklerijenn ha tenvalijen, ...koumoul ha luc'hed, ...meneziou ha torgennou, ...plant, ...eien, ...moriou ha froudou, ...pesked, ... loened gouez, ...laboused, ...anevaled ar parkeier, ...bugale an dud, ...oberou an Aotrou, ...meulit an Aotrou !»

Spered ar c'hangtig-se eo klok spered Sant Fransez.

Eur bloaz 1213, e savas eur chapel etre San-Gemini ha Porcaria hag e reas skriwa war an dirak-aoter ar c'homzouman :

« Ar re-holl a zo e servij Doue, a dle e veuli. Meulit an Aotrou, Nenvou an douar; meulit-hen, holl doureier-red; meulit an Aotrou, holl laboused an Nenv. Meulit an Aotrou, holl grouadurien ar bed. »

En holl draou krouet, bihan ha bras, hon Tad a wele eur skeudenn eus galloud ha furnez hep muzul an Aotrou Doue, ha kement-se a rae d'ezan sevel dalc'hmat e spered hag e galon war-du ennan.

/ Ha diaes eo d'eomp kemer skouer diwarnan ?... N'eo ket... N'eus forz e pelec'h e vezomp, war vor pe war zouar, er c'heriou pe war ar maeziou, diouz an deiz pe diouz an noz, digoromp hepken hon daoulagad. Nag a draou kaer en deus hadet an Aotrou Doue en-dro d'eomp e Breiz, hor en deus garet ! Ma taolomp evez outo, n'hor bezo ket a boan

o welout enno skeudenn o Chrouer gant he furnez hag e c'haloud... Ha neuze, evel sant Fransez, e vo aes d'eomp beva dalc'hmat en e serr, hag ober eus hor buhez eur vuhez a bedenn hep ehan !

Sant Fransez, pedit evidomp !

EURUS AR RE A GAR AR PEOC'H

E ker Bologn, en amzer sant Fransez, e oa kasoni etre eur maread familhou bras. Ar Sant a drezenas eun deiz dre eno hag o lakaas holl d'en em glevout :

« Er bloaz 1222, eme eur skrivagner, Tomaz ar Spalato, da ouel Maria-Hanter-Eost, epad m'edon oc'h ober va studi e Bologn, em eus gwelet sant Fransez war ar marc'hallec'h, dirak an ti-kér. Ar ger a-bez, koulz-lavarout, a oa deut d'e selaou. E brezegenn a oa diwar-benn an Aelez, an dud hagg an diaoulon. war an tri rummad sperejou-se e lavaras traou ken kaer ha gant kement a furnez ma lakaas mantret tud desket a oa eno o klevout komz evel-se eun den hep deskadurez. Ne glaske nemet eun dra; mouga pep enebiez hag ober d'an dud en em glevout.

E wiskamant a oa disneuz, e zoare digempenn, e zremm digened, met Doue a roe d'e gomzou kement a nerz ma teuas a-benn da lakaat d'en em glevout evit atao nobiansou hag a oa dispariet abaoe pell-zo dre ar gasoni hag ar gwad skuilhet. »

Setu aze testeni eun den hag en deus gwelet ha klevet e-unan sant Fransez o prezeg ar peoc'h. Piou a chellife e lenn hep beza/gounezet holl ?.. Dirak tud vrás Bologn koulz ha dirak an dud a-zivar ar meaziou, hon Tad a save uhel e vouez da zegas sonj d'ezo eus kelennadurez an Aviel :

« Eurus, emezan, ar re a gar ar peoc'h, rak anvet e vezint bugale Doue ».

Hag e gomzou entanet a zihune ar c'houstiansou hag a rae d'ar bec'hieren distrei ouz Doue.

Evel Sant Fransez skignomp ar peoc'h en-dro d'eomp !

HON ANAON. — *Lanniliz*: an I. L'hour; *Gwipavaz*: M. Y. Colin; an dim, Cagnan; *Ar C'holstr-Pleiben*: Noël Fayennec.

TAOL-LAGAD WAR VA BUHEZ :

diwar-benn an doare da heulia an OFERENN

1° Va Reolenn a c'houlenn diganen mont bemdez d'an oferenn, pa c'hellan mont. War ar poënt-se, ha diskouezet em eus atao bolontez vat ?

2° Ha sonjet em eus pegen talvoudus eo an ojerenn ha pegen ret eo en em ziaeza evit kemer perz enni ?... Ha n'em eus ket manket d'an oferenn dre leziregez ?

3° Pa 'z an d'an oferenn, hag he heulia a ran gant feiz, gant evez, gant devosion, oc'h en em unani gant ar beleg a ginnig ar sakrifiz santez ?

4° Pa 'z an d'an oferenn, e tlejen bep taol tostaat ouz an Daol Santez. Hag hen ober a ran atao ? Ha pedi a ran evit ar re veo hag ar re varo, dreist-holl evit va Breudeur ha va C'hoarezed eus an Dreded-Urz ?

Taolenn an induljansou. - Chouevrer 1943

Deiziou	Goueliou	Indulj.
1 L.	S. Ignas E. D.	I. V.
2 M.	GOUEL AR CHANDELOUR	A. J. I. V.
4 Y.	S. Jozef a Leonissa, Kapusin	I. V.
5 G.	S. S. Per-Badezour hag e gompagnunez	I. V.
14 D.	gvet sui goude gouel ar Rouaned	I. V.
19 G.	S. Konrad	I. V.
22 L.	Santez Marc'hariid a GORTON	I. V.
26 V.	eus an deiz Da zeiz ar vodaleg ha tri dervez d'ho choaz	I. V.

I. V. : Induljans vrás; A. J. : Absolvenn jeneral.

HON OFERENN AR MIZ a vezò lavaret e kouent Rosgo d'ar gwener kenta 5 a viz c'houevrer. Ni a bedo evit ar peoc'h hag a c'houlenno an eil evit egile ar c'hras da veza tud a beoc'h, diskibien wirion d'Hor Salver Jezuz-Krist ha da Sant Fransez.

AR VUHEZ



KRISTEN

N^o P. C. 411

KELAOUENN VIZIEK

ADKOUMANANTCHOU

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :
25 lur

Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, kelennadurez an Drede-Urz.

KOUMANANTCHOU

1^o Evit koumananti a-nevez, roït atao hoc'h adress *creel ma oa war an niverenn diweza*, ha ma vez ret, goulennit da-c'houdé chanj anezí.

2^o Ma tigasit asamblez koumanantchou hag adkoumantchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer,

3^o Skrivit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »
Couvent des Capucins

C. C. 209-81 Nantes ROSCOFF (Finistère)

Taolen ar Miz

	PAJENN
An amzer vat	235
Jezuz-Krist hag e relijion	236
Bombezadeg Montroulez	239
Sulvez ar brezoneg e Kleder	241
Pa vezet devot da Sant Jozef	244
Sorc'hennou Yann Digredenn	246
Breiz o kana meuleudi da Vari	248
Oc'h ober e Bask e vez	252
Kelennadurez enep natur	254
Y. K. A. M. oc'h en em ouestla da Vari	258
Santez Anna ha Nikolazig	259

AN AMZER VAT

Setu ni e amzer ar c' horaiz !

Eun nebeut sizunveziou c'hoaz... ha kleier sklintin Pask, o sini a-zioc'h d'hor parkeier glasvezet, a lavaro d'eomp e nezo echu adarre ar goanv.

Ha c'hoant hon eus e lakafe ar c'hlleier-se hor c'halonou da dridal gant ar wir joa gristen ?

Ya, hep mar ebet !

Poaniomp neuze, a-zevri, da denna talvoudegez eus an deiziou, a zo roet d'eomp, en eur ober anezo deiziou santel, deiziou a silvidigez.

Ha penaos en em gemeret evit kement-se ?

O selau gant doujans kenteliou an Iliz diwar-benn ar binijenn hag o veva kalon ouz kalon, ar muia ma c'hellimp, gant ar Vamm val-se.

PASK !... misteriou Jezuz o vervel hag o sevel evidomp, gloriis, eus tenvalijenn ar bez, a dle digeri d'eomp a-nevez eienennou ar pardon hag ar vuhez santel.

Evit ma vezimp kavet din da eva anezo, poagnomp, dreist pep tra, da freuza ennomp labour ar pec'ched.

Ar frouez a dle dougen ennomp ar c' horaiz eo ma tista-gimp, a-grenn, hor c'halonou diouz ar pec'ched ha m'o sta-gimp, da vat, ouz Doue.

Daoust pegen laoskaet eo, en amzer vreman, lezennou ar yun hag ar vijil, ar c' horaiz a dle chom evidomp amzer vrás ar binijenn.

Dinez hon eus a galz traou, enkrezou spered, nec'h-a manchou a bep seurt. Digemeromp anezo, e spèred a binijenn d'hor pec'hejou, gant eur galon bepred soublet da volontez Doue.

Pedomp gwelloc'h, hag aliesoc'h, karomp deveriou hor stad, miromp, hed-a-hed, lezenn ar garantez kristen...

« Va breudeur, setu an amzer vat, en em ziskouezomp, epad an deiziou-man, gwir servicherien Doue, dre an habaskter hag ar yun, o veilha warnomp, hag o rei da bep hini merkou a garantez gwirion. »

Ar V. K.

Katekiz an dud vrás

JEZUZ-KRIST HAG E RELIJION

PEDERVET LODENN

RET EO GOZOUT PETRA FELL DA ZOUE

Eeun hag eeun petra fell da Zoue? Ret eo d'eomp her gouzout. Mat, Doue en deus bet ar vadelez d'hen deskl d'eomp dre e chourc'hennou, dre hon deveriou a stad, dre an nevezentiou en em gav dre ar bed, dre e chrasou.

DRE E CHOURC'HEMENNOU.

Skleroc'h eget mouez hor c'houstians, gourc'hennou Doue a verk d'eomp hon deveriou en e genver hag e kenver hon nesa. Doue e-unan eo en deus embannet e chourc'hennou da Voizez war venez Sinaï. D'e dro, hor Salver Jezuz-Krist en deus taolet e sklerijenn warno en e Aviel.

Sklaer int eta: Diskouez a reont ar pez a c'hortoz Doue eus perz e vugale. Skrivet int bet er chatekiz hag en eur bern levriou all, aes da gavout.

O c'havout a reomp en aviel, kouezet diwar vuzellou hor Salver o tiskouez d'an dud bolontez e Dad.

A-dra-sur ret eo senti ouz ar gourc'hennou. Arabat kredi koulskoude ez int bet douget gant Doue evit hor c'hastiza pe evit kabestra hor bolontez. Bez ez int alioù leun a garantez evit hon hentcha wardu ennan. Hon eurusted eo e fell d'ezan da rei d'eomp en eur ziskouez d'eomp penaos ren hor buhez.

Evelse, ar wir levenez evit ar gerent hag ar vugale eo a ginnig d'eomp dre ar chouec'hvet hag an navet gourc'hennou. En eur zifenn betek ar sonjou, ar sellou, ar c'hoantegeziou gadal, Jezuz en deus krénaet ar peoc'h hag ar fealdet etre ar prijou, ar glanded e kalon ar baotred hag ar merc'hed yaquank.

Hag evelise evit ar gourc'hennou all: ret eo d'an holl beza leal an ell e kenver egile; arabat laerez, arabat noazout da zen nag en e vrud, nag en e gorf, nag en e ene. Senti ouz Doue a zo kutuilh eurusted.

DRE HON DEVERIOU A STAD.

An deveriou-man a ziskouez d'eomp, eur dre eur, ar gwella doare da dremen hon amzer, an doare da veva gant an dud a zarempredomp, ar vertuziou da gavout, pep hini hervez e stad hag e vicher.

Ober hol labour pemdeziek a zo ober bolontez Doue, rak Doue eo a verk e labour da bep den. Doue eo a c'houarn ar bed; e volontez eo a dleomp da welout e pep dever...

Ar wreg a entent ouz he zi, ar vamm a entent ouz he bugale, ar mevel a ra mat e labour er park, ar soudard a zifenn e vro dindan an armou, an holl dud-se a ra bolontez Doue.

N'emaomp ket hon-unan war an douar; bez 'hon eus, evel izili hor Salver Jezuz-Krist, da veva gant tud all, d'o c'harout, d'o sikour, en eun doare Kristen.

DRE NEVEZENTIOU AR BED.

Ar pez a c'hoarvez dre ar bed holl a verk iveau bolontez Doue. E Brovidanz a reiz pep tra: an traou bihana evel an traou brasa: eur c'hlenned, eur boan dent; an heol, ar glao; ar brezel, ar peoc'h; eun dimezi kaset da benn, eun dimezi kaset d'ar c'harz. Pep nevezenti a zigas d'he heul eun dever. Gwelomp enni bolontez Doue.

DRE E CHRASOU O C'HERVEL.

Doue a sko war zor hor c'halon... Hor Salver Jezuz-Krist a daol evez ouz holl izili e gorf, da lavarout eo, ouz pep hini ac'hanomp. Hen eo a vlein hor buhez dreist-natur, a zigas d'eomp hor sonjou, hor c'hoantegeziou mat, hen eo a ro d'eomp Lezomp eta Jezuz d'ober ennomp e labour.

HAG EVIT-SE : BEZOMP SIOL.

Ne glever ket e-kreiz an trouz. Mat, ne gaver ket ar peoc'h hep poan. Hor sonjou, hor c'haouziou, hol labouriou, traou ar bed a gas ac'hanomp du-man du-hont eus ar mintin betek an noz, ha ne sonjomp ket e Jezuz o skei war boull hor c'halon.

Ne chomomp ket da zerc'hel kompagnenez d'ezan, pa veze ken mat, ken dous beva en e gichen, rak Jezuz a gar ac'hanomp. Jezuz a car sikour ha frealzi. Tremen a reomp ebiou d'ezan hep klevout e vouez hag e alioù, dre zievested, dre ziegli...

Evit beva e gwir gristen, bevomp e peoc'h.

BEZOMP DEVOT.

Evit kaout ar peoc'h, poaniomp da veza devot: da bedi mintin ha noz, da vont da welout Jezuz d'an iliz, da lenn levriou santel, da sonjal e gwirioneziou hor religion.

Kompreñomp mat an devosionou.

Na reomp ket outo mekanikou da vala santelez. Ar gwella kristen n'eo ket an neb en deus an niverusa devosionou, met an neb en em stag ar muia ouz Doue dre eun nebeut devosionou.

PEDOMP.

« Ret eo pedi bepred », a lavar d'eomp hor Salver Jezuz-Krist.

Met pedi n'eo ket dibuna komzou, hor sonj e lec'h all. Pedi a zo divizout kalon ha kalon gant an Aotrou Doue. Ar bedenn a die beza evit hon ene ar pez ma 'z eo hon alan evit hor c'horf.

Meur a zoare a zo da bedi: trugarekaat Doue warlerc'h eun nevezenti vat, meuli Doue da veza skignet kement a draou kaer en dro d'eomp, lavarout bennoz da Jezuz da veza dasprenet ac'hanomp... kement-se holl a zo pedi.

Diskouez hor c'harantez hag hor fizianz da Zoue; gouenn digantan pardon eus hor pec'hejou ha nerz d'en em virout douato; lakat dirazan hon ezommou hag hon youlou, a zo doareou all da bedi...

Evit pedi n'eo ket ret d'hor muzellou ha d'hon teod beza bepred o vont en dro; awalc'h eo azechou digeri hon ene dirak Doue.

Ne dle ket ar bedenn beza eun torr-penna, nag eul labour poanis, met kentoc'h eur gaozeadenn dudius gant an Aotrou Doue.

Dre c'hourc'hemennou Doue, an deveriou a stad, an nevezentiou, ar c'hras o c'hervel, pep kristen a die gouzout petra c'houlenn Doue digantan.

*Doue a zo o chom en hon ene,
m'emaomp e stad a c'hras...*

Doue a vev ganeomp bepred, bepred...

hag e c'houlenn diganeomp

beva iveau gantan.

Spontus da skrija!

BOMBEZADEG MONTROULEZ

Diae bras eo
hirio klask sila
sun tammig tene-
redigez e kalon an
dud...

Dre forz kle-
vout ano eus kement a zrailh,
a reuz hag a lazadeg eo deuet
ar c'halonou da galedi.

Ha ken stank eo ar bre-
zegerien fallagriez hag ar
varc'hadourien kasoni !

O sonjal e dismantre Jeru-
zalem Hor Salver a lezas e galon da frailha
hag a skuilhas daelou puilh.

Ha tud a zo hag a wel hor bro dismantret, muloc'h mui bemdez, a wel o amezelen,
o breudeur, o bugale fastret, drailhet... hag
a-vec'h ma vez kavet eun unan' da truezi
ouz den !

Piou n'en deus ket sonj eus darvoud
spontus Montroulez ?

A-greiz-pep-kreiz, eus an oabl glas, ar
maro stlapet, gant soudarded didruez, war eur gurunennad bu-
galigou, bodet laouen endro d'eul leanez vat, o selaou eur gentel
katekiz.

O, taolenn spontus ! Eun ti diskaret... korfouigou malet,
fastret, dispennet, strinket a dammou aman hag ahont, pe
douaret ez-veo dindan eur bern atredou...

Garmou, youc'hadennou o sevel... ha prestig, gant ar c'helou
en em skignet evel eul luc'hedenn, an dud o tiredek... mammou
o kouenza semplet dirak an daolenn ifern, goude beza kavet eun
tammig bennak, ruz-gwad, eus korfig paour ar mabig pe ar
verc'hig.

Darn all, kavet ganto ar c'horfig en e bez, met divulhez, a
weled ouz hen starda war o c'halon, en eur lenva forz...

Biken n'hello pluenn eun den taolenna, zoken an distera.
eun darvoud ken euzus.



Hag e kaver tud hag a chom dizeblant, hag a lavar ken seder ha tra : petra fell d'eoc'h, ar brezel eo !

Petra fell d'eomp ?

Karout a rafemp ne ve ket kavet kristenien da rei meuleudi d'ar brezelourien a ra seurt torfejou, n'eus forz piou eo ar brezelourien-se...

Karout a rafemp ne ve ket klevet kristenien o lavarout, hep an dis-tara mez, ez int prest da lakaat eur gurunenn war benn ar vuntrerien o deus graet eur seurt lazadeg...

Karout a rafemp e teufie d'ar gristenien eun tamm spéred kristen da rei d'ezo kom-pren n'o deus ket gwir da gemerout evit eur mestr-taol eus ar re gaera ar pez a zo hag a chomo eun torfed euzus...

V. S.



*Na sarrit ket ar gelaouennig-man araok
beza lennet " Kelenadurez enep natur ".*

*Goude beza lennet " Ar Vuhez Kristcn ",
roit anezi da lenn d'ho migoned.*

KLASKIT DEOMP LENNERIEN NEVEZ !

SULVEZ AR BREZONEG E KLEDER

Dispar eo bet sulvez ar brezoneg e Kleder. Ar c'haezetennou o deus bet roet deoc'h an tanva anezi... met an tanva hepken.

Kaout a reoc'h aman warlere'h ar brezegenn a reas *Mari Seite*, a zo aet ganti ar maout evit ar brezegerez.

Ar baotred yaouank o devoa eur brezegenn da ober da zis-kouez d'o mignonned e tieont komz, studia ha skigna ar brezoneg; hag ar plac'hed yaouank lavarout d'ar mammou perak derc'hel d'ar brezoneg, ha perak komz brezoneg ouz o bugale.

Setu aman roll ar c'hounideien :

Paotred Yaouank :

- 1a Izidor Jakob, Rukad, Rozko.
- 2et Yann Jestin, Gwinevez.
- 3^e Job Kervellec, Rozko.
- 4^e Yann Moal, Kastel-Paol.
- 5et Per ar Rouz, Sant-Nouga.
- 6et Louis Guillou, Kleder.

Plac'ched Yaouank :

- 1a Mari Seite, Nogellou, Kleder.
- 2et Soazig Seite, Rozko.
- 3^e Mari an Duff, Gwinevez.
- 4^e Monig Berrou, Kleder.
- 5et A. Moal, Kastel-Paol.
- 6et Mari Vezo, Ploueskad.

Prezegenn Mari SEITÉ

Mammou Breiz,

Gwall vihan ha gwall zister ec'h en em gavan, me paour-kaez plac'hig, tont da zibuna dirazoc'h, eur gentel gwall ziaes da zirouestla.

Plijet gant Santez Anna, rei d'in eun tamm skoazzell.

Nebeut, sur oun, ec'h anavezit istor Breiz. Gouzout a rit, eveiato, omp Bretoned, eur ouenn duâ enorus, mar deus unan.

Glac'h ar avat, a sav e kalon meur a Vreton, o welout hirio en arvar, an daou denzor kaera, roet d'eomp-ni Bretoned gant hor c'henjadou; o welout o fraillha an diou chadenn aour a stag ac'hanoemp ouz ar re o deus bevet, abaoe daou vil bloaz, war an douar santel-man :

Ar Feiz hag ar Brezoneg.

Ar Feiz a ya war goll ?

Ya siouaz !

N'eo ket d'in, avat, eo diskouez d'eoc'h kement-se.

Ar Brezoneg a ya war goll ?

Re wir iwe siouaz !

Ha setu aman va chudenn : diskouez ez eus follentez, dalc-lentez, diskianterez ha disprij ouz hon Tadou, o klask mouga

war muzellou hor bugaligou, ar yez hon eus-ni desket war bar-lenn hor mamm.

Doue da bep bro en deus roet eur yez, evel m'en deus roet eun ene da bep den.

Perak n'eo ket ar yez-se ar memes hini evit an holl ?

Perak ?

Lavarit d'in 'ta, ha gounit a rafe ar bed m'o deje an holl labousé ar memes kan ? an holl vleuniou ar memes hou ?

Evel m'hon eus-ni plijadur, o klevout, e pep korn eus ar c'harz, kanaouennou dishenvel ar voualc'h hag an eostig, ar pintig hag al laouenanig, en deus Doue kement all a blijadur, me 'sonj d'in, o klevout pep bro ouz e veuli, pep hini en he yez.

Ha mez, mil gwech mez, d'an hini a lez e yez da verval !

Ganti e kollo ar benveg graet diouz e spred gant Doue.

Ganti e kollo plegou mat e ene.

Disent a ra ouz ar pevare gourc'henn : « Da dad, da vamm a enori. »

N'eo ket enori hor c'hentadou mouga war muzellou eur c'hrouadurig ar yez a gomz e dad hag e vamm. O disprijout ne lavaran ket !

Mammou Breiz, digorit ho taoulagad. Ar c'hrouadurig a zo war ho parlenn en deus gwir, koulz ha c'houi, da c'houzont brezoneg, yez e vro; anez her rebecho d'eo'h diwezatoc'h marteze.

En an' Doue, na likit ket eur speurenn etrezan hag e dud koz.

En an' Doue, na dorrit ket ar chadenn aouf a stag anezan ouz e gentadou !

Pegen poantius, gwelout en amzer hirio, tiegeziou a zo enno daou rummad tud ha n'en em gomprenonn mui : ar re goz hag ar vugale-vihan.

Paour-kaez mamm-goz, truez am eus ouzoch da rankout luskellet war ho parlenn, eur bugelig ha ne gomprenoch morse ervat !

Eur bugelig hag a rankoch' chom dirazan, mut evel eur pesk, nemet chaokat a rajec'h d'ezan, eul lastez galleg-saout, gwall ziaes da anaout, mez ar vro !

Ha c'houi, tad koz, hag a zo leun ho spred a varvailhou kaer ha kentelius evel bleuniou dispar kutuilhet e liorz Breiz, a ranko ive tevel.

Ho pugale vihan n'int ket eus ho lignez nag eus ho spred c'houi.

Lavarit d'in 'ta hag ez eo kement-se enori hon tud koz ?

Buhez ar Sent a welan aze e kornig ar stal, pe war ar gwele kloz, duet e bafennou dre forz trei anezo. Siouaz avat ! al levres kev talvoudus, hag a hentchas d'ar Barados kement a Vrestoned, ne vez mui digoret, nemet gant logod pe razed e ve.

Perak ? Ar vugale vihan n'ouzont mui brezoneg !

Gwasoch'h a zo c'hoaz !

Ar grasou diouz an noz, lavaret asamblez gant ar famili a-bez, a zo mouget ived.

A ! va Doue, petra 'zo kaoz ?

Ar vugale vihan n'ouzont mui brezoneg.

En an' Doue, mammou Breiz,

evit brasa mad hor Feiz,

dre garantez ouz eneou ho pugale,

dalc'hit d'ar brezoneg.

Marteze, mammou ketiz, e kav d'eo'h renta servich d'ho pugale a-benn ma 'z aint d'ar skol, o teski galleg d'ezo er gér.

Kredi a ran e ve kavet eur bern mistri ha mestrezed-sko d'ho tislavarout.

N'eo ket ar galleg fall a zesko ar verchig er gér eo a zigoro d'ezo he spred hag a aesaio labour ar vestrez-skol.

Esoc'h e vefe, kavout pemp troad d'ar maout
eget deski galleg mat d'an hini gomz galleg saout. »

Ar brezoneg n'en deus Morse miret ouz den ebet da zeski galleg, hag alies er skoliou, gant ar vrezonegerien eo ez a ar plasou kenta.

Hirio, muioch' eget biskoaz, eo ret denc'hel d'ar brezoneg,
dre ma fell d'eomp nevezit hor Bro war giziou fur hor c'hen-

[tadou]

dre ma vez desket ar Brezoneg er skoliou;
dre ma vezet gouzout brezoneg dizale marteze a-benn
kaout ar « Certificat d'études » pe ar « Bachot »;

dre m'eman ar c'his muioch' mui gant ar brezoneg.

N'eus ket pell ez eus bet lennet d'eomp kement-man en iliz,
a-berz hon Aotrou 'n Eskob karet :

« Fazia 'ra an dud a sonj d'ezo eman ar brezoneg o vervel. Er bloaz-man e vez graet skol vrezonek e kement skol gristen a zo en eskopti e kér ha war ar maez. Skolioù ar gouarnamant her gra ivi muioch'-mui. Morse n'eo bet ken bras niver an dud a labour war ar brezoneg. Eur gaou bras a ra ar gerent ouz eur c'hrouadur o chom hep deski d'ezan yez e vro ha yez e iliz parrez. Nag ar brezoneg desket er ger war barlenn ar vamm nag ar c'hatekiz brezonek n'o deus Morse miret ouz bugel ebet gant m'en devezo spred, da zeski galleg. Kontrol eo !

Ret eo diarbenn ar giziou fall. Eur c'his fall eo an hini a venn mouga hor brezoneg, eur yez hag he deus graet e-doug ar c'chantvedou kement a dud vat ha kement a sent. »

Setu aze, evit kloza, komzou hon Eskob karet. Fur int; da bep hini eo breman senti outo evel kristenien sentus ha doujus.

Mammou Breiz, deskit 'ta brezoneg d'ho pugale. Ar c'his vat eo.

MARI SEITE

priz kenta ar Prezegerez
e Kieder d'ar 7 a viz Meurz
evit sul ar Brezoneg.

PÀ VEZER DEVOT DA SANT-JOZEF

E kér Auteuil, n'eus ket gwall bell'zo e c'hoarvezas kement-man...

— Daou charretour a garge atred en o c'hirri-tumpeorell...

Tomm bero e oa an heol ha trempet e oant gant ar chouezenn...

Nag an eil nag egile ne sonje kinnig e labour hag e chouezenn d'an Aotrou Doue.

Evel an darn vrasa eus o c'henvroiz, e oant dizesk bras war af relijion ha dizeblant kaer e-kenver o C'hrouer...

O tibrada eur baliad atred unan anezo a gayas eur skeudennig; skeudenn Sant Jozef, ar Mabig-Jezuz gantan war e zivrec'h.

— Sell'ta, emezan, eur santiñ...

— Arabat e derri eme d'ezan e gamalad, n'az peje ket chans

A gag d'it? Pa li Konchennou goulo tout an traou-se...

— Pa lavdran d'it, arabat terri ar skeudenn-se... Ro anez d'in kentoc'h! N'ou ket qual-zevot, her gouzout a rez, ...met ne garzen ket teurel ar skeudennig-se e-touez an atred er charr. N'am befe ket chans...

— Mat, kas anez ganez... ha chans vat d'it ganti!

Tri bloaz diwezatoc'h.

Sunet e wad d'ezan gant eur ch'hrign-beo, teuzet e nerz en e izili, ar charretour à ba astennet war e wele, ar maro dija etre e zent... en eur c'hoz-ti bihan, izel ha tenval.

Eur vinorez 13 vloaz, e verc'h vihan, a rae war e dro... gwella ma c'helle ar paour-kaez plac'hig!

— Tad koz, emez, mar karit ez in da gerc'hat ar beleg?



— Nann, nann, va merc'hig, ne dalvez ket ar boan... Ar medisin n'en deus ket gellet va farea... ar beleg n'hello ket va farea... Ha neuze, n'emaoun ket o vont da verval c'hoaz...

An dud klanv, gouzout a rit, ne vezont morse o vont da verval...

D'an noz warlerc'h, devet gant an derzienn, eur berr-alan spontus d'ezan, ar charretour paour a c'halvas e verc'hig :

— Degas d'in 'ta, emezan, skeudennig sant Josef, a zo aze war stal ar chriminal... c'hoant en deus sant Jozef kaozeal ouzin...

— Paour-kaez tad koz, a sonje ar verc'hig, tramzi a ra gant an derzienn, ne oar mui petra lavar...

Hag e lakaas d'ezan ar skeudenn etre e zaouarn...

Chom a reas pell da sellout outi, hep lavafout ger...

Hag e teue an dour en e zaoulagad...

— Tad koz, eme neuze ar verc'hig, mar karit ez in da lava-rout d'an Aotrou Person dont... ? Sur oun e teuio dioustu...

— Ya, va merc'hig, kerz buan ha lavar d'ezan em eus c'hoant kofes ha reseo va sakramanchou.

— O, bennoz d'eo'ch, Sant Josef, eme ar verc'hig en eur sec'ha he daelou...

Daou zervez goude, e varve ar charretour koz, en eur starda war e galon skeudenn Sant Jozef, saveteet gantan gwechall a-douez an atredou.

Chans vat en devoa bet ganti.

Ha chans vat en devezo iveau kement hini a zo devot da Sant Jozef, patron ar maro mat.

DRADEM.

.. “War an daoulin evit ar Vro” ..

Eullevrig bihan, embannet gant “Kevredigez Y. K. A. M.”, a gaver ennan, ouspenn pedennou ar veihadeg evit Sul ar Basion, ar c'hantig nevez, savet evit ar pardonou a raio, e chapeliou brudeta Ar Werc'hez, paotred yaouank hor maeziou, edoug miz Mae ha Mezeven.

Lennit pelloc'h ar bajenn 258.

Sorc'hennou Yann Digredenn

= AN ILIZ =

« An Iliz, eme Yann Digredenn, a vir ouz an dud da cheñch; c'hoant he deus e chomfent evel m'emaint; mirout a ra outo da vont war-raok; bez emañ enep ar gwellaat, an arakaaat, enep ar « progrès » evel ma lavar ar re a oar galleg mat. »

N'eo ket diaes terri e benn d'ar gaou-se.

Da genta, an Iliz a zo enep kement tra a ra muioch'h a zroug eget a vad d'ar c'horf pe d'an ene — p'eo an dra-se koz pe nevez, ne vern.

An Iliz, avat, n'emaañ, tamm ebet, enep ar pez a ra vad d'an dud — p'eo an dra-se koz pe nevez, ne vern.

Yann-gaez, anat eo n'ach eus ket studiet kalz istor ar bed, anez ne laverfas ket diotachou evelse.

Piou a zo bet o tegas gwellaenn en traou, hed ar wech ?

An Iliz.

Pa ne oa c'hoaz en hor bro nemet ribinou, gwenodennou, ravañchou, piou en deus graet an heñchou-bras kenta ? Eur strollad menec'h. Ha pa ranke an hent bras treuzi eur ganol bennak ne vezent ket nec'het oc'h ober pontchou. Ac'hano e teuas o aono: « Ar breudeur pontsaverien ».

Eur mare a zo bet ha n'oa ket a glanvdiou, a ospitaliou, nag evit ar beorien nag evit ar glanvourien. An Iliz eo he deus savet evit ar beorien nag evit ar glanvourien. An Iliz eo he deus savet ar re genta. En genn-amzer (Moyen-Age) e oa anezo 2.000 muioch'h eget breman.

Daoust hag an dra-se a zo beza enep ar gwellaennou ?... Siouaz, n'he deus gellet biskoaz an Iliz, daoust d'he c'hoant, darbenn ar brezel e-tre ar poblou, rak gwechall evel breman eo bet diskiant an dud.

Ar pez he deus graet, avat, eo lakaat ar brezel da ehana pa veze zoken en e wasa. A greiz holl, war he urz, e-pad pemzek deveze pe eur miz, da genver Nedeleg, da genver Pask, e paouez al lazerez. An dra-se a veze anvet: « Peoch Doue ».

**

Cheñchomp park, mar kerez, Yann, ha gwelomp gwellaennou all degaset gant an Iliz, war dachenn ar vuhez.

Embannek ha brudet eo bet ar wirionez-mañ, gant eur protestant: Guizot. — « Ar vñech a zo bet kelennerien ha savezion an Europ. »

Kement-se a zo bet gwir, dreist holl en hor bro-ni. Breiz-Izel. Int-i eo o deus desket d'an dud labourat. An hanter eus ar c'hérou bras a zo bet savet ganto: krouet o deus al labour-douar, ar c'henwerz, al labouradegou.

Gant piou eo bet savet brudeta skolioù-meur : Rom, Bologn, Padou, Paris, Oxford, Louvain ha kant all, skolioù hag a veze darempredet gant ugent ha daou ugent mil a dud? Gant an Iliz.

Eus pelec'h eo deuet ar gwellaennou o deus lakaet an dud da veza eurusoc'h ha pinvidikoc'h ? Gwelomp.

Piou en deus kavet an nadoz-vor ? Eun avieler : FLAVIO. Eur manac'h : Jakez VITRY, en deus he c'hempennet evit ma c'hellfe ar vartoloded anaout diouti-o hent.

Piou en deus graet al lunedou kenta? Eur manac'h adarre e ano SPINA. Pebez anaoudegez vat a diefes diskouez d'an Iliz eus ar gavadenn-se, Yann, rak pegen reuzeudik e vije bet an hanter eus an dud anez d'ezl. Gwir eo e chomez-te berwelet daoust d'al lunedou a zo war da fri !

Piou en deus « kavet » an orolaj genta gant rodou ?

Diwall da sempla ! Piou ? Eur pab : Silvestr II.

Daou vanac'h ive o deus kavet an doare da ober skol d'ar re zo dall ha bouzar war eun dro. Daou vanac'h, o tont eus Bro Chin, o deus degaset en eur vazig doull, ar prenved-seiz.

Menec'h c'hoaz, beleien pe gristenien o deus kavet an doare da denna talvoudegez eus ar simant, ar zink, al lunedou da welout a-bell hag a-dost, an tredanerez (électricité). O anoiou ? Boëce, Albert ar bras, Berthat, Gien Arezzo, Magnan, Volta. D'an anoiou-se eo ret ouspenna c'hoaz re : Ampère, Faraday, Cuvier, Lamarck, Leverrier, Pasteur ha tostoch'h d'eomp Branly, holl tud desket-bras hag holl ive kristenien start, bugale d'an Iliz, hag an iliz a zo lor'h enni gant ar vugale-se.

Hag e vije an Iliz enep ar gwellaennou ? Allo, ta !

Daoust ha n'eo ket daou gatolig : Buchez ha Leon Harmel, o deus krouet e-tre al labourerien an emgleoiou-labour kenta ha lakaet ar vistri da baed o micherourien hervez niver o bugale ? Eur beleg eo en deus diazezet ar « c'heñiou rural » a ra kement a vad d'ar gouerien.

An emgleivou eneb an tan-gwall a zo bet savet gant katoiked. Albert de MUN, da genta, en deus gouennet e kambr ar Gannaded, ma vefe savet ar « sindikajou », hag eun Eskob, an Aotrou FREPPEL, en deus gouennet ma vefe roet « pansion » d'ar vicherourien.

Keit ac'hant da warc'hoaz e vefe roll ar gwellaennou degaset e-touez an dud gant an Iliz katolik.

Ne vir ket eta, an Iliz, ouz an dud da vont war-raok na da wellaat o stad, o sikour eo a ra pa ne vez ar chavadeennou nevez noazus na d'ar c'horf na d'an ene.

Ar re a lavar ar c'ontrol, evel Yann, a zo fallakr, gaouiad hag a sheurtet.

MELEGAN.

BREIZ o kana meuleudi da VARI...

ILIZOU HA CHAPELIOU SAVET EN ENOR D'AR WERC'HEZ VARI E ESKOPTI KEMPER ha LEON

Al labour-man a zo bet savet gant an Aotrou PERENNES, chalon a enor, person Ospital KEMPER. Desket bras eo an Aotrou PERENNES war istor hor Bro; tremen a ra e amzer o furchal ar paperiou koz hag o skriva levriou evit deski d'an dud ar pez a zo tremenet gwechall. N'eo ket konchennoù na « martezeou » a vo kavet aman, met gwirioneziou diazeset war an istor. Plijet eo gant an Aotrou PERENNES rei da genta e studiadenn da lennerien « AR VUHEZ KRISTEN ». Bennoz Doue d'ezan !

EUR GER ARAOK

E Miz Gwengolo 1913 e tiredas tud eus holl eskoptiou BREIZ d'ar FOLLGOAD evit eur c'hendalc'h bras en enor da Vari.

Eul levr a voe savet warlerc'h ar c'hendalc'h hag a gaver ennan eur rummad pennadou diwar-benn istor an devosion d'ar Werc'hez-Vari e Eskopti KEMPER ha LEON.

Ar pennad kenta, skrivet gant an Aotrou Chalon PEYRON, a ro d'emp roll ar chapeliou goustlet d'an Itron Varia, gant eun nebeud geriou war an darempredou a zo bet etre ar Werc'hez hag ar Vretoned a-dreus ar c'chantvedou.

Pa vez devosion d'ar Werchez eme an Ao. Chalon PEYRON, e vezet troet da sevel chapeliou, et lec'h ma teuer da renta enor d'ez, da c'houlenn he skoazell ha d'he zrugarekaat evit ar grasoù deuet d'or drezi. »

Mar d'eo gwir kement-se e rankomp kredig eo bet hor bro unan eus ar re zevota da Vari, rak dibaoet eo ar broiou a c'helle ar beachour kavout enno, war e hent, kement a chapeliou savet en hech enor hag a zo hiniennoù anezo eus ar re guera.

Wardro 270 a zo e Eskopti Kemper ha LEON, en o zousez 49 iliz-parrez. Dastumm en eul levr kement a ouzer diwar-benn ar chapeliou-se a vefe eul labour hag a rafe enor bras da Vamm Doue. Disteroc'h avat eo hor mennad :

Eur studiadenn verr war bep-hini eus ar chapeliou brudeta, ha da genta chapeliou ar Gwerchezed kurunet.

Eur ger bennak diwar-benn delwennou ar Werc'hez, ar c'chantikou brezonek savet en hech enor, kenveruriezou ar Rozera ha roll ilizou ha chapeliou ar Werc'hez.

Ne gomzimp ket eus an holl chapeliou, netra nemet eus ar re vrudeta dre ar c'hoz mar dint, ar c'haer m'eo ar savadur anezo pe ar pardonioù.

Bennoz Doue a greiz kalon d'an holl genvreudeur ha mignoned o deus hor sikouret e doare pe zoare.

AR CHAPELIOU GANT DELWENNNOU KURUNET

Peder skeudenn d'ar Werc'hez Vari o deus het en hon eskopti an enor da veza kurunet:

Itron Varia RUMENGOLL (1858)

Itron Varia ar FOLLGOAD (1888)

Itron Varia ar PORZOU (1894)

Itron Varia KERNITRON (1909)

ITRON VARIA RUMENGOLL

Parrez Rumengoll a zo stag ouz kanton Daoulas. Eun dreo eus parrez Hanvec n'oa ken anezi gwechall; kosa paperiou, ano enno eus treo Rumengoll, a zo eus diwez an XIIet kantved.

Petra lavar ar ger « RUMENGOLL » ? moarvat « run ar c'holl », pe run ar drec'hidigez peogwir Rumén = run (roz, krec'henn), dirumen = dinagu, pouez-traon.

Diazezet war gostez an dorgenn a ra tro stankeun ar Faou, e lost Ienn-vor Brest, iliz RUMENGOLL a zo evel eun nevez broadel a zeu enni, abaoe kantvedou, bre-



toned Kerne ha Leon da unani o fedennou e-harz treid ar Werc'hez benniget.

An iliz a welomp hirio a zo savet d'ar 14 a viz mae 1536, an tour wardro 1670; hiraet eo bet an iliz diouz tu ar savheol er bloavez 1732. Eiz vloaz diwezatoc'h eo bet ledanaet. Labouriou all a voe graet war he zro etre 1740 ha 1761. Iliz Rumengoll a zo eta eus ar XVlet kantved, gant lodennou anezi eus an XVIII^elet.

Skeudenn I. V. Rumengoll a zo er c'horn, etre ar c'heur ha kroazenn gleiz an iliz.

Ar Werc'hez-Mamm, ment ar beo d'ez pe dost, he mab ganti war he *brec'h dehou*, ar pez n'eo ket stank e delwen-nou ar Werc'hez; hevelep tra a gavomp e delwenn Gwerc'hez ar feunteun e Josselin. Gwisket eo an delwenn goad gant eur sae, eur vantell, eur gouel; war he fenn ez eus eur gurunenn vetal; ne weler ket eta labour ar c'hisellour.

N'eo ket bet gwisket evel-se an delwenn 'hed ar wech.

Ar Werc'hez benniget a zo livet hag alaouret, war he fenn eur gurunenn a zukez. Koad dero eo an danvez anezi, moarvat eo het kizellet en XVet kantved. Penn ha daouarn ar Werc'hez hag ar Mabig Jezuz a zo nevesoc'h eget an nemorant eus ar c'horf; an doare kaer m'eo renket an dilhad a ziskouez eo bet graet al labour er genn-amzer.

Er bloavez 1858 e voe kurunet I. V. Rumengoll, ar c'henta en Eskopti a ve bet graet d'ez eur seurtenor. D'an 30 a viz mae, da sul an Dreinded, e voe lidet ar gouel. Epad an oferenn-bred kanet gant eun Eskob, an Ao. 'n Eskob Sergent a lakaas war benn ar Werc'hez ha war hini ar Mabig Jezuz ar c'hurunennou benniget; an engroezez pardonerien bodet dirak ar chapel a dridas o c'halonou gant eul levenez dispar.

Hanter-kantvet bloavez ar gouel a voe lidet d'ar 14 a viz Even 1908. Ken kaer ha biskoaz e voe ar pardon.

Pardon a vez e Rumengoll da c'houel Maria Veurz (25 eus ar miz), da sul an Dreinded, da eil-derc'hent ha da zerc'hent daou c'houel all : gouel Maria Hanter Eost ha gouel Ginivelez ar Werc'hez (8 a viz Gwengolo). Pardon sul an Dreinded eo ar brasa hag ar c'hosha. Da genver an deryez-se e tired tud eus a hell bro, eus pep korn pe dost eus gouelez BREIZ.

Eus ar re gaera e vez an ofisou hag eun dudi eo klevout ar bardonerien o kana gant nerz ha gant kalon kantig I. V. Rumengoll.

Kalz pardonerien a ra tro an iliz en eur lavarout o chapeled; gwechall e weled lod'ouz hen ober war bennou o daoulin.

Da sadorn da noz e vez graet prosesion ar burzudou, roet d'ez an ano-se abalamour d'al le graet gant kalz kris-tienien da heuilh anezi evit trugarekaat ar Werc'hez eus grasou bet d'ez, pe evit goulenn grasou nevez. Ne vez ket atao tra aez urzia mat ar brosesion-se, kement all a dud a vez. Ha neuze ar c'hiz a zo, gant Leoniz dreist-holl, da steki ouz an delwenn evel ma c'hellont, gant an tok, ar vaz pe an disklavier; gwelet e vez bugale savet gant'o zad betek an delwenn. Buntadeg ha sachadeg a vez da heul, gwir eo, plijus eo koulskoude an daolenn da welout.

An Aotrou BILLANT, beleg, a skrive er bloavez 1924 n'eo ket mui ken stank ha gwechall ar bardonerien a ra hent war o zroad; gwelout a reer c'hoaz, koulskoude, allies a-walc'h, pardonerien o tont *war o zroad* ha *war yun* eus penn pella Bro LEON hag ive eus karteriou ken pell all Bro GERNE (1).

AR BREZONEG ER SKOL !

Ar brezonek eo yez ar barrez,
yez ar barrez a dle beza ives yez ar skol...

Ar brezoneg eo yez an tiegez,
yez an tiegez a dle beza yez ar skol...

Ar brezoneg eo yez an iliz parrez,
yez hon iliz a dle beza yez hor skol...

Lakomp eta

ar brezoneg er skol !

|| OC'H OBER E BASK E VEZ... ||



dano eo ar pez a chom anez e buhez Per ar martolod.

Koulskoude, oc'h ober e Bask e vez bep bloaz.

« Per ar martolod » a vez
graet anezan. Rak martolod
eo bet gwechall, ha pemp
bloaz war'n ugent en deus
graet war ar vicher.

Breman eo nevez deuet e
« retred », evel ma vez
lavaret.

Meur a wenneig en deus
dastumet o redek bro, ha
chom a ra gantan hirio kalz
muioc'h a arc'hant eget a
religion.

Tamm ha tamm eo bet
houman nijet kuit, ha gwall

dano eo ar pez a chom anez e buhez Per ar martolod.

**

Ti nevez en deus savet... eun ti bras ha kaer, gant eul liorz
brao stag outan... Eno e vev, eürus, gant e wreg hag e verc'h.
« Ninette » eo ano ar verc'h !

Eur plac'hig yaouank 19 vloaz, mignet, livet, frizet ha mou-
mounet.

Eur bapaig a c'his nevez, penn-ki-barvek ha beg-moualc'h
d'ezl...

Ninette n'eus merc'h nemeti e ti kaer Per ar martolod.

Ha Per en deus, pell'zo, inkantet dre ar vro ne gaver mui
bandennou bugale nemet e ti ar c'henaouerie.

Gouzout a ra koulskoude eo Doue mestr ar vuhez... Er misio-
nou gwechall en deus kleet prezeg ar wirionez-se meur a
wech...

Doue eo mestr ar vuhez... Ar famih eo park ar vuhez... hag
er park-se labour ar vuhez a die beza graet, gant ar priejou,
hervez lezennou Doue... n'eo ket avat hervez ar falz-kredennou
savet gant an dud diwar o leziregez, o fallagriez hag o diga-
reziou...

Met stanket eo diskouarn Per d'ar gwirioneziou-se.

Evitan, ha, siouaz, evit eur 'maread martoloded eveltan, ar
briedelez n'eo nemet eur vantell, taolet gant an iliz, war ziskoaz
daou zen yaouank, evit rei gwir d'ez da ober pep fallagriez...

War dachenn ar briedelez, eme Ber hag e genseurted, pep
hini a zo e vestr...

Ha koulskoude « Per ar martolod » a vez oc'h ober e Bask...

Amezog tosta Per a zo eun tad a zek krouadur. Ar c'hasa
anezo a zo o paouez kregi en e 15 vloaz.

Anat deoc'h e rank an tad hag ar vamm turka ha poania
kaer evit gellout gwiska ha beva o ziad bugale... hag hen ober
a reont a galon vat...

Per ar martolod n'en deus nemet dismegans evit ar priejou-
se, ha bep tro ma tigouezont gantan war an hent e sav ennan
eur c'hofad imor.

Ha war gresk eo aet an imor-se abaque m'en deus lennet,
war e gazetenn, e vele kresket pae ar familhou niverus... ha
kresket diwar goust an dud dizimez pe ar priejou dizher...

— Ma n'eo ket eur vez, eme Ber, mil boan d'ezan o terc'hel
war e tmor...

**

Tarza a reas ar sac'had imor, en deiz all, pa zigouezas gant
e amezog.

— Mez a rankfez kaout o vale... reseo arc'hant ar re all evit
sevel da vugale?... Ma n'hellez ket o beva da-unan, perak eo
leun da di?

An amezog a gendalc'has gant e hent, hep lavarout ger.
N'eo ket mat, gouzout a rit, chom da ober an heg ouz an
naered binimus...

Gwelloc'h eo tec'hout pell diouto...

Konta a reas an amezog d'e wreg ar pez en devoa klevet...

— Da welet koulskoude, emezi, Per n'eo ket eur paotr fall...
Ha neuze oc'h ober e Bask e vez...

— Petra fell d'it? An hini a ra mat e zevez a vez atao eur
rebech beo evit an dud a zo mouzet ouz o hini... Hor bugaligou
deuet stank en hon ti, ken stank ha m'e plijet gant Doue,
a zo eur rebech pemdeziek evit koustians Per ar martolod en
deus dalc'het goullo e di, en eur derri hep ehan lezennou santel
e stad... An Aotrou Doue eo a varno...

**

Ha koulskoude Per ar martolod a vez oc'h ober e Bask...

Hag er bloaz-
man adarre e
raio e Bask.

Marteze zoken,
e vez o gwelet
daoulinet ouz an
daol santel, e-
kichen e amezog.

Hag ar memes
Doue a ziskenno
e kalon ar pried
santel hag e kalon ar pried pecher...



An Doue a laka e heol tomm da zarevi eost ar sant hag
ivez eost ar pec'h'her...

An Doue a lez da sevel, e park bras ar bed, al louzeier fall
e-touez an eost melen...

An Doue a c'hortoz dervez bras an dourna evit ober an
disparti etre ar gwenn mat hag al louzeier fall...

En dervez-se, na pegen uhel e saint o fenn ar priejou a
vezo bet aet euen gant hent an dever...

Na pegen lostok avat e vez ar priejou bet mouzet ouz ar
vuhez... Per ar mortolod hag e genseurte !...

PETROMIK.

Ra glevo ar re vouzar

Kelennadurez enep natur

Chomit pell en eur gambr, klozet mat, c'houi a zeulo d'en
em voaza diouz ar chouez pouunner a gavo er gambr-se kement
den a zeulo enni.

War boënt ar skol, ar Vretoned iveauz a zo en em gavet
kement-se ganto. Abaoue ma 'z eus anezo emaint o tarempredi sko-
liou hag a zo diouz doare Parizianed marteze, nann diouz doare
Bretoned.

Ha deuet int, gant an amzer, ma kavont mat e vefe roet er
skol, d'o bugale, eur gelennadurez hag a zo, pa seller mat, eur
gelennadurez enep natur.

Ar skol e Breiz, n'he deus graet, re allies, nemet distaga ar
Vretoned diouz o bro; rei mez ha donjer d'ezo eus o gouenn :
rei avi d'ezo da drei e Gallaoued.

Ar menoziou displeget aman a seblante kalet da veur a hini.
Ar Vretoned a zo bet kement divretonet !

E pe lec'h eman kouiskoude an den, chomet ennan c'hoaz
eun neudennig vreizek, ha ne anzavo ket, ma 'z eo leal, lennet
gantan va skrid : « Mat, re wir eo ! N'em boa ket sonjet c'hoaz
en dra-se ! »

Lennit eta breman, betek penn, ha m'emaoc'h hoc'h-unan
oc'h ober skol, grit, war ar memez tro, eur sellig war ho kous-
tians, me ho ped.

I. — GWELOMP AN « TRAOU EVEL M'EMAINT »

Daoust hag e Breiz, er vro ma veze komzet enni brezoneg e
pep parrez hag e pep tiegez, ar skol reizet hervez ar skiant,
n'oa ket eun dever eviti beza bet desket d'ar vugale — da heul
ar galleg — lenn, skriva, karout ar brezoneg, o yez d'ezo, ha mi-
rout eun tenzor unan eus kaera ha kosa yezou an douar ?

Nann ! Galleg ha galleg hepken; ha fae d'ar brezoneg ! Ha
bugale, tud yaouank hir-skoliet, a vezou souezet o kompen e
c'hellifed skriva eul lizer e brezoneg; n'ouzont ket zoken an o
bro-vihan e brezoneg. Ar « Bretagne » !!! Ar « Bretagne » a zo
galleg. Lavarit « BREIZ », en an' Doue !

**

Daoust hag e Breiz, ar skol komprenet mat, n'oa ket dleet
d'ezo beza desket d'ar Vretoned anaout gwelloc'h pinvidigeziou
Breiz, a zouar hag a vor, evit o staga start ouz o bro ?

Nann ! Breiz eo ar paoura eus ar rann-vroioù; Bro an tiez-
soul... bro ar brug hag ar balan... Hag ar Vretoned a redo d'ar
c'heriou bras, o kredi n'o devezo ken da ober nemet kroazia o
divrec'h ha lipat ar mel diouz ar mogerlou.

**

Daoust hag e Breiz ar skol hervez natur n'oa ket he dever
beza bet desket d'ar Vretoned, e serr istor Frans, istor Breiz,,
— pegwir he deus Breiz he istor — d'ober d'ezo kemer lorc'h
eus o gouenn ?

Daoust hag e istor Breiz n'eus ket kant ha kant skouer da
lakaat dirak spered ar vugale, gouest d'o dibrada dreisto o-unan
ha da zigas gwellenn enno ?

Nann ! Ret oa rei d'an holl Fransizien an hevelep deskadurez.
Arabat e oufe ar Vretoned eo deuet ar ouenn anezo a Vreiz-
Veur, hag eo bet o chentadou epad mil vloaz eur bobl distag
diouz Bro-C'hall. Evel ma vefent falloc'h Fransizien evit anaout
istor Breiz ?

Bet oun iveauz er skol, eun tamm bennak; pa veze meneg eus
eun den brudet dre e ouziegez, e nerz-kalon, morse ne vije
kemeret ar boan da lavaret d'omp : hennez a zo eur Breizad,
ginidik a Vreiz... Arabat e oufe ar Vretoned, ez eus bet tud-meur
eus o gouenn !

Hag hon tud yaouank pa'z aent da soudarded pe da vartolo-
ded n'o deveze nemet mez ganto o-unan, ne ouezent ket respont
d'o goapaerien e tiskennont eus ar ouenn kalonk he deus roet
d'ar Frans he gwella servicherien hag he gwella soudarded, ha
darn zoken eus he gwella skrivagnerien.

**

Daoust hag ar skol, e Breiz, ma vije bet urziet mat ne dle ket beza bet aliet ar vugale da zelc'her da wiskamanchou kaer ha modest o c'herent, an dilhajou emaor breman dre holl o keuzi d'ezo. Keuz diwarlerch !

Nann ! n'oa netra vrao nemet ar pez a zeue eus staliou Paris. Hag ar vestrezed-skol, er penn kenta, o lakaat o bugale e tog hag a giz-ker.

Daoust hag ar skol komprenet mat, e Breiz, ne dlee ket beza bet dalc'het beo, etouez ar Vretoned, kanaouennou kaer hor barzed, hor c'chantikou dudius, ganto blaz ar ouenn, ha brudet dre holl... nemet e Breiz !

Nann ! Gallek e ranke beza pep tra e skoliou Breiz.

Lezenn Paris a ranke beza iveau lezenn Breiz.

Ar Brezoneg ?

Peoc'h en toull-se !

Ha kalz mistri ha mestrezed, Bretoned koulskoude, gant m'o dije « sertifikajou » ne savent ket uheloc'h o spered.

Ar gerent o-unan, ne c'hellent nemet kaout mat kement a veze graet d'o bugale gant tud hag a oa ganto, dre vicher, an deskadurez hag emechans iveau ar furnez !

II. — PETRA' ZO C'HOARVEZET ?

Ar pez a dlee c'hoarvezout.

Ar Vretoned a zo bet divreizet !

Aet eo tano ar gwiskamanchou kaer.

Aet eo toc'hor ar brezoneg.

Dre holl e Breiz eo hanter-vouget ar garantez-natur a diefe maga pep den a galon evit ar vro m'eo ganet enni.

Anaout mat a ran eur skolaj a zo ennan skolidi eus Léon, Treger ha Kerne, eus bro ar brezoneg eta. Nao dre zeg o deus kerent o c'houzout brezoneg.

Goulennit ouz ar yaouankizou-se, pa vezont oc'h erruout er skol evit ar wech genta, ha brezoneg a ouzont.

Unanik bennak a responto raktal : ya. Rouez e vezint. Aon o devezo na ve graet goap outo !

Zoken ar re a oar mat brezoneg o devezo evel mez oc'h anzao. Lavaret e vije e vefent oc'h anzao... eur pec'ned !

Ar re a oar eun tammig brezoneg, war o meno n'ouzon netra.

Ar re n'ouzon ket e gwirionez eur ger brezoneg, a vez ar mula a lorc'h enno o tiskleria n'ouzon netra.

Eur skouer etre kant all !

Setu e pe stad omp kouezet.

Hep aon da veza dislavaret, e rankan skriva :

Dre Vreiz-Izel a-bez, ar skoliou bihan, an darn vrasa anezo, n'o deus graet, en amzer dremenet, nemet Bretoned lostek, Bretoned mezek, Bretoned hag a gav bihan hag izel beza ganet Bre-

toned, Bretoned ne glaskont nemet an tu da zivreiza evit gallaoui.

Barnit ar wezenn diouz he frouez. Eur skol hag he deus roet hevelep kelennadurez enep-natur, a zo eur skol enep-natur.

Hag ar Breizad ha n'eo mui gouest da gompren ar wirionez, dallet ma 'z eo bet gant ar gelennadurez a zo bet roet d'ezan, n'eo nemet eur Breizad dinaturet, eur Breizad ha n'eus mui nemet eur galon c'hall en e ziabarz.

Ne rooc'h ket d'in da gredi eo hervez natur d'an den ruzia eus e ouenn hag eus e orin. Kalon an den, evel m'eo graet gant Doue, a zo lakaet da domma ouz bro e gavell da genta ha n'eo ket da gaout mez ganti.

III. — GWELLAENN A ZO DEUET...

Stankaet eo, en eur ober eun nebeut bloaveziou, ar skoliou a zesk d'o bugale istor ha douaroniez (geographie) Breiz. Ar skol gristen a zo krog mat da zeski lenn ha skriva brezoneg. Skoliou ar gouarnamant a zo loc'het.

« Dihunet out bremañ, va BREIZ » ?

Kerent a Vreiz, c'houi hag a zo bet ampoezonet ho spered gant eur gelennadurez enep-natur, da vihana bezit laouen o welout e klasker breman rei d'ho pugale eur gelennadurez hervez-natur.

Na vougit ket ennoc'h mouez ar gwad, mouez ar ouenn, mouez ar vamm-vro !

Ha bezit dinez'h : seul-welloc'h Vretoned e vez ho pugale, seul-welloc'h Fransizien a raint iveau.

Ar garantez-vro, ma ne sank ket doum he gwriziou e douar ar c'hetadou, ne raio ket a gorf.

Evel ma lavare Jakez CHEVALIER : « L'attachement à la petite patrie est la première forme du patriotisme. Celui qui aime son village aime d'autant mieux la France ! »

Jakez Chevalier n'eo ket eun « autonomiste » nag eun azenn ! Ministr an deskadurez oa e Frans, daou vloaz a zo.

Awalc'h evit hirio...

Met, ne gavit ket souezus, kenvroiz ker, va lennerien, e vefe ret skuilh kement a liou ha skrabat kement a baper evit deski d'ar Vretoned karout o BREIZ ?

Daoust ha kement a boan a zo o teski d'ar Parizian karout Paris, pe da bôtr ar c'hireisteiz karout muioch ar Vokoed eget ar Vretoned ?...

Daoust ha deski a ranker d'ar bugelig karout e vamm ?

Hag e vefe ret deski d'ar Breizad karout e VREIZ ? !

Mat, c'houi a gavo diaes c'hoaz marteze e kredfen lavarout eo bet ar skol e Breiz epad hir amzer eur skol enep natur !

Yaouankizou Kristen ar Maeziou eskopti

KEMPER HA LEON

oc'h en em uestla d'ar Werc'hez Vari

Seiz vloaz a zo eman an YKAM oc'h ober he c'hresk en Eskopti. Madik a-walc'h eo aet an traou ganti betek-hen. Kouls-koude, a-raok mont pelloc'h, e karfe goulenn harp ha skoazeil digant ar Werc'hez Vari.

Setu perak en em uestlo d'ezi, hag e uestlo d'ezi hec'h izili hag he labour abostolerez evit ma vo frouvezus.

Met penaos gouestla d'ar Werc'hez Yaouankizou maeziou BREIZ ?

Eur sonj a zo deuet e penn ar renerien : boda e-harz treid Gwerc'hezou brudeta an Eskopti eur mor a baotred yaouank da gana he meuleudi, d'he fedi, da lavarout d'ezi o fizians en amzer da zont, o fizians enni.

Setu aman roll ar pardoniu bras :

Itron Varia ar PORZOU d'an 9 a viz Mae.

Itron Varia TI MAMM DOUE d'ar 16 a viz Mae.

Itron Varia KERNITRON d'an 23 a viz Mae.

Itron Varia RUMENGOLL d'an 30 a viz Mae.

Itron Varia ar FOLLGOAD d'ar 14 a viz Even (lun ar Pan-tekost).

Plijet eo bet gant hon Aotrou 'n Eskob doujet ha karet beniga ar mennad-se.

N'omp ket nec'het e resproto niverus ar baotred yaouank da c'halv an Aotrou 'n Eskob ha da c'halv renerien an Ykam.

N'eo ket an Ykamiz nemetken eo a zo pedet da zont da bardona, met holl baotred yaouank ar maeziou; d'an Ykamiz ober brud ha digas ar re all d'o heul. Ar gerent hag o deus paotred yaouank en oad a ray o gwella evit ma vo unan pe unan eus o ziegez o kemerout perz ei bedenn vrass-ze.

Kalz paotred yaouank a zeuio da gomunia d'ar chapelou, beleien a gavint d'o c'hofes (Gwelloc'h a rafent koulskoude kofes en o farrez). An darn-vuia ne c'hortozint ket ar gousperou evit dont, war al lec'h e vezint kerkent hag an oferenn-bred da vihana.

Ar bed krouet a zo c'hoaz, evit Fransez, eur skeudenn eus madelez an Aotrou Doue.

Kenta tra a wel en-dro d'ezan, eo karantez Doue evit ar grouadurien o-unan. Hervez an Aviel, Doue a zo eun Tad madelezus bepred stouet a-zioch' ar bed evit ober war-dro kement tra en deus krouet,

« Sellit, eme Hor Salver, ouz laboused an Nenv; ne hadont na ne eostont, met ho Tad eus an Nenv a ro d'ezo o magadurez... Gweft lili ar parkeier; n'ouzont na neza na gwea; hogent ho Tad a zo en Nenv a ro d'ezo eur gwiskamant kaeroc'h eget hini Salomon. »

Fransez a gomprent ervat kementse, ha bepred e c'halv ar grouadurien da lavarout bennoz d'o Chrouer madelezus:

— Labousedigou, va Breudeur, mat eo an Aotrou Doue ouzoc'h. Komprenit eta pegement e kar ac'hanc'h. Lavarit bennoz d'ezan ha kanit bepred e veuleudiou. »

Ha pa wel bokedou leiz ar parkeier, e ra d'ezo an hevellep prezegenn, evel pa vefent gouest da intent komzou Doue !

Er grouadurien, evelato, Fransez a wel dreist pep tra karantez Doue evit an dud ha dreist-holl evitan e-unan. Hag, e gwirionez, hervez ar Skitur-Sakr, evel-se eman an urz gant an Aotrou Doue :

« Epit ar re a gar Doue, eme sant Paol, n'eus nemet traou mat. »

Doue en deus krouet pep tra evit hor mad, mad hor e'horf ha mad hon ene. Evit Fransez, n'eus netra sklaeroc'h da gomprent :

« Doue en deus va c'houet evidout, ...evit da vad... setu aze, eme Celano, ar pez a lavar da Fransez kement tra grouet a zo. »

Hag o welout kemend-all, e sav eus goueled e galon eur c'han dudius a levez hag a anaoudegez vat.

Evit kalz tud, siouaz ! n'eo allies ar grouadurien nemet binviou a bec'hed. Gant Fransez, ar c'hontrol eo a c'hoarvez. Seul-vui ma sell ouz ar grouadurien, seul-welloc'h e wel enno karantez Doue evitan, ha seul-vui eo douget da zaskori d'ezan karantez evit karantez.

**

Evel hon Tad, digoromp hon daoulagad ha sellomp piz ouz an holl grouadurien a zo en-dro d'eomp. E pep-hini

anezo e kavimp eur skeudenn eus e gaérder hag eus e vadelez en hor c'henver, ha kement-se hon dougo iveau d'e garout ha d'e servija muioc'h-mui.

Sant Fransez a Asiz, pedit evidomp !

HON OFERENN AR MIZ a vezò lavaret e kouent ROSGO d'ar gwener kenta 2 a viz Ebrel. Ni a bedo evit ma tistroio ar bec'herien ouz Doue e-pad ar c'houaiz hag evit ma tostaio an holl gristenien ouz an Daol-Santel en eur stad vat e-pad amzer BASK.

HON ANAON. — *Sant-Gwazeg* : an I. Tande; *Enez-Sun* : Karolina Guilcher, J.-P. Miliner, Ed. Guilcher, Anast. Guilcher. *Plouarzel* : Mari-Yvona Fourn.

EVIT OBER PINIJENN...

e-pad ar c'houaiz... 1° - heuilhit gourc'hennou an Iliz evel m'int embannet evit an amzer brezel; 2° - grit mat deveriou ho stad ha kinnigit ho poaniou da Zoue; 3° - Heuilhit mat ho Reolenn,... hep chom da varc'hata war boënt ebet !

Taolenn an induljansou. - Ebrel 1943

Deiziou	Goueliou	Indulj.
4 S	Pevare sul ar C'houaiz	I.L.
16 G	Itron Varia ar Seiz Glac'har o nevezi ar brofession	I.V.
18 S	SUL AR BLEUNIOU	A.J.
19 L	LUN SANTEL	A.J.
20 M	MEURZ SANTEL	A.J.
21 M	MERC'HER SANTEL	A.J. I.L.
22 Y	YAOU GAMBLID	A.J.
23 G	GWENER AR GROAZ	A.J. I.L.
24 S	SADORN SANTEL	A.J. I.L.
25 S	P A S K	A.J.
28 M	eus an eizved	2 I.L.
30 G	eus an eizved	I.L.

Da zeiz ar vodadeg ha tri dervez d'ho choaz: I.L.


I.L. = Induljans leun; A.J. = Absolvenn Jeneral.

17^e BLOAVEZ

MAE-MEZEVEN 1943

N^o 5 - 6

AR VUHEZ



KRISEN

N^o P. C. 411

KELAOUENN VIZIEK

ADKOUMANANTCHOU

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :
25 lur

Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, kelennadurez an Drede-Urz.

KOUMANANTCHOU

1^o Evit koumananti a-nevez, roït *atao* hoc'h adress *evel ma oa war an niverenn diweza*, ha ma vez ret, goulennit da-c'houde chanj anezzi.

2^o Ma tigasit asamblez koumanantchou hag adkoumantchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3^o Skravit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »
Couvent des Capucins
C. C. 209-81 Nantes ROSCOFF (Finistère)

Taolen ar Miz

	PAJENN
M'HOR BEFE MUIOC'H A FEIZ.....	267
JEZUZ-KRIST HAG E RELIJION.....	268
EVIT AR MERC'HED YAOUANK O DEUS	
C'HOANT DIMEZI.....	271
BREIZ O KANA MEULEUDI DA VARI.....	272
AR BREZONEG EN « OBEROU YAOUANKIZ ».....	275
DOURIG POULLRAN	278
KENSTRIVADEG AR C'HATEKIZ BREZONEK.....	289

— 267 —

|| M'HOR BEFE MUIOC'H A FEIZ... ||

Padout a ra hon trubuilhou !

*War wasaat zoken e seblantont mont, a zeiz da zeiz !
Kaer en deus ar miziou hag ar bloaveziou trei, skleraenn ebet*

ne weler c'hoaz o para en oabl !

*Eur wech muioc'h eta e rankimp kana « Alleluia »
Pask, gant hor c'halonou en anken hag oc'h uhanadi wardu
ar peoc'h.*

*Deuet eo, e gwirionez, evel ma lavar d'eomp ar Skrifur
Sakr, an amzer evidomp da ziskouez hor pasianted hag hor
feiz.*

*Evel ma vez hejet ha dihejet ar gwez bras d'an diskar-
amzer, evelse feiz ar gristenien a vez hejet iveau, ha dihejet,
en amzer a drabuilih.*

*Amzer an drabuilih eo alao amzer an denvalijenn, amzer
an drouk-spered.*

*Ha war zigarez ma tale Doue da zont d'hon tenna a boan
e kaver mear a hini, siouaz, hag a deu da vaga douetans
war e padalez.*

*Piou eo ar re se ? An dud a feiz laosk dreist-holl, ar re
a zo re stag o c'halon ouz traou ar bed-man, ar re a garfe
kaout ar baradoz war an douar.*

*Kenteliou ar groaz a zo ken kasaüs da glevet, ken kalet
da gomprent ! An ebrestel o-unan, goude tri blos, tremenet
e skol Hor Salver, ne gomprent ket...*

*Kalz buhez kristen a zo ret kaout evit komprent mister
ar boan. Stag mat en deus ezomin an ene da veza ouz madou
an neñv evit miret da fallgaloni dirak poaniou ar vuhez,*

*Dreizi he-unan, ar boan a zo eun droug, eur c'hastiz,
met e galloud ar c'christen eman chench anezzi a-greun e ten-
zioriou a viritou evit e ene.*

*Providans Doue a gemer e amzer, met ne fazi Morse en
he c'huzulion, ha ma lez kroazioù pouunner da boueza war-
nomp n'eo nemet evit hor renta henveloc'h ouz Hor Salver,
evit rei d'eomp tro, evel ma lavare an abostol Sant Paol,
« da beurober ar pez a vank d'e Basion ».*

*Pa vez gouzambet gant pasianted ha gant feiz, da lava-
rout eo en eun doare kristen, ar boan a zo frouezus bras.*

*« HA NE OUIECH KET, eme Jezuz da ziskibien Em-
mais, E TLIE AR CHRIST GOUZANV AN HOLL DRAOU
SE ARAOK MONT D'AR CHLOAR ?... »*

An nep en deus ezomm sklerijenn ha nerz da zougen e groaz, ra c'houlenno digant Doue, gant eur spered didroidell hag hep marc'hata.

AR V. K.

Katekiz an dud vras

JEZUZ-KRIST HAG E RELIJON

PEDERVET LODENN

PENAOS BEVA KRISTEN (kendalc'h) :

II. - RET EO OBER AR PEZ A FELL DA ZOUE

N'eo ket awalc'h d'eomp gouzout petra fell da Zoue : ret eo d'eomp ouspenn labourat a-unan gant Doue. Doue eo ar Mestr; Doue hepken a oar ar pal hon eus da dizout. Ar gwella hon eus da ober eta eo bale gant an hent merket d'eomp gant Doue.

Evit bale gant an hent-se eo ret d'eomp poania ha kaout nerz-kalon da lakaat an eil troad a-raok egile evit mont lar-koc'h. Ma lakaomp hor fiziañs er Mestr a gemenn, ne chomimp ket da varc'hata en hent. Evit beza parfet n'hon eus da ober nemet senti : senti bepred ha penn da benn; senti hep gros-molat nag argila.

BEZOMP ETA SENTUS : OUZ AR GOURCHEMENNOU.

Ret eo d'eomp senti ouz an holl gourc'hemennoù. N'hon eus ket da zibab etre ar re a blij hag ar re ne bijont ket d'eomp. Ret eo d'eomp senti outo hep klemm, kemer a galon vat yeo Hor Salver Jezuz-Krist war hon diouiskoaz, en eur sonjal en eo skanv ar yeo-se ha dous beza dindannan.

Ret eo d'eomp reiza hor buhez diwarne, bepred hag e pep lec'h, zoken pa ne vez den o sellet ouzomp; gant lealded iveau, en eur lakaat hor soniou a-unan gant hon oberou, rak ne hellomp ket trompla Doue. Hor Salver a c'houlen diganeomp senti eus hor gwella, gwelloc'h eget an dud divadez.

Evit beza kristenien vat, evit kreski en hon ene ar vuhez dreist natur, na glaskomp ket tec'hout, na dre aon na dre leziregez.

BEZOMP AKETUS D'HON DEVERIOU A STAD.

Ret eo d'eomp ober hon deveriou a stad a greiz-kalon, gant eur spered a feiz, digemer anezo egiz m'emaïnt — daoust d'ezo da veza rust ha pounner awechou, inouïs peurvua — rak roet int d'eomp gant Doue.

Alies ne roomp ket d'hon deveriou a stad an dalvoudegez o deus evit ar vuhez kristen hag e lezomp anezo a gostez hep sonjal beza graet eur pec'hed. Pec'hed eo kouiskoude.

— Eur vamm n'eo ket dibec'h pa ne soursi ket ouz he bugale pe ouz he zi war zigarez lenn pe gaketal. N'eo ket dibec'h ar mevel a chom da laerez an amzer.

Dre hon deveriou a stad graet mat eo e tieomp hag e hellomp en em santelaat.

Beza santel n'eo ket ober miraklou eo. Ar Werc'hez gloriis Vari en deus tremenet he buhez e labouriou dister Nazared, hag he santelez a zo bras dre m'en deus kresket evelse he buhez dreist-natur en eur ober atao bolontez Doue. Ken talvoudus eo an deven a stad evit ar silvidigez m'en deus Jezuz, hor skouer, tremenet tregont vloaz eus e vuhez o labourat gant e zaouarn en eur gerig a C'hallie.

Evel Jezuz ha Mari, pep kristen, ne vern pe seurt micher en deus, a gresk e santelez ha santelez ar re all en eur ober mat al labour dibabet d'ezan gant Doue.

PLEGOMP D'AN NEVEZENTIOU.

Digemeromp evel digaset d'eomp gant Doue kement tra a zeu da laouennaat pe da denvalaet hor buhez. Ne c'houlen ket hor religion diganeomp chom evel loened pe evel paganed dirak an darvoudou a gouez warnomp, hep klask an tu da wellaat hor stad. Nann, poania a dileomp a-unan gant Doue d'ober eus ar bed-man eul lojeiz aesoc'h evit an dud, hep ankounac'haat kouiskoude ez eo madou an neny talvoudusoc'h eget madou an douar.

En em voazomp da welout bolontez Doue e pep nevezenti, mat pe fall, da zigemer ar blijadur gant anaoudegez vat, ar boan gant eur mousc'hoarz, mar gellomp, bepred leun a fizians er Brovidans. « Mont a ra mat ar bed ? Kanit. Fall ez a an traou ? Pedit » a lavar d'eomp sant Jakez.

LEZOMP GRASOU DOUE D'OBER ENNOMP O LABOUR.

Doue ne baouez ket da ginnig d'eomp grasou a sikour : sonjou hag aliou mat. Na sarromp ket outo dor hon ene. Digemeromp anezo gant joa ha tennomp diouto ar santelez a zo enno. Bezomp dirazo evel eur bugel hag en em lez da veza hent-chet ha douget gant e vamm. « Ma ne deuit ket da veza henvel ouz bugale ne deoc'h ket da rouantelez an neny » a lavare Jezuz d'e ebestel.

EN EUR'SENTI EVELSE NI A ZASTUMO MERITOU.

Evel buhez ar c'horf, buhez an ene a glask an tu da greski dre he oberou. Kement tra vat a reomp e stad a c'hras a gresk hor buhez dreist-natur. Hol labour, hor prejou, hor c'hoariou graet er stad-se a zo talvoudek.

N'eus kaoz ebet aman eus oberou burzodus. Hon oberou ne vern pere, a zo talvoudek hervez ar garantez a lakaomp enno. Labour Jezuz e Nazared, leun a garantez evit Doue hag evit an dud, en doa eun dalvoudegez divent. Hini ar Werc'hez iveau.

Hor buhez divin a gresko eta dre ober atao bolontez Doue, ha seul vuannoch' ma vo leal hor mennadou ha birvidik hor c'harantez.

E PEB LEC'H, E PEB STAD.

An holl a hell kreski o buhez dreist-natur, ne vern pe seurt micher o deus. Doue ne zispriz micher ebet. War an douar e Vab a oa kalvez. Petra vir ouz al labourer-douar en e bark, ouz ar plac'h oc'h aoza prejou, da lakaat en o labour kement pe vuioch a garantez eget eun den desket pe eul leanez, ha dre-se da veza santeloc'h eget ar re-man ?

Ai santelez n'en deus netra da welout kennebeut gant ar pez a santomp. Hor c'halon a hell beza sec'h ha kaout kouls-koude evel kaon Jezuz, enkrezt e liorz Jetsemani. Ar garantez gwirion a strink diou an oberou.

Ar roenver troet e gein gantan d'ar pal, ha bleinet gant ar storier, a ray hent, daoust d'an tarziou ha d'an avel, ya, gant ma roenvo. Lakaomp evesle hon holl fizians er storier divin, Hor Salver Jezus-Krist; heuillomp anezan gant eur volontez start d'e garout bepred.

Paotred yaouank, Bro-Leon dalc'hit sonj !!!

Paotred yaouank Bro-Leon a zo karget da gloza ar pardoniu a raio, e-doug miziou Mae ha Hezeven,

Yaouankizou Kristen ar Maeziou
e chapeliou brudeta
ar Werc'hez Vari,
evit en eun uestla d'ez.

D'ar 14 a viz Mezeven,
lun ar Pantekost,

holl baotrad youuank Bro-Leon a ranko beza er Follgoad.

Ar pardon-se a vezu kaera pardon a zo bet gwelet bis-koaz e Breiz.

Deuit ha degasit ganeoch' ho mignoned !

Evit ar merc'het yaouank o deus c'hoant dimezi...



1. Na glask ket re abred dimezi
Ha fortun vat a gavi.
2. Ebarz ar romantou na glaski
Na peur na penaos dimezi.
4. Gant ar galon arabat c'hoari,
Pe buan daelou a skuilhi.
5. Evit beza istimet ha karet
Na red ket gant ar baotred.
6. Seul furoe'h plac'h e vezi
Seul welloc'h pried a gavi.
7. Dre guz paotr yaouank na zarempredi
Anez er pec'het e kouezi.
8. Dor da galon buan e prenni
Ouz komzer-flour o c'hlaourenni.
9. D'ar merc'heter, ever ha gaouiad
E roi buan e sac'had.
10. Gra mat da sonj araok asanti
Rak dimezi n'eo ket c'hoari.
11. Gwelloc'h eo paotr fur ha paour
Eget penn-skany gant e vern aour.
12. Dreist-holl eur c'christen a zibabi
Ha gantan eurus e vevi.

EVNIG AR PRAD.

BREIZ o kana meuleudi da VARI...

ITRON VARIA AR FOLLGOAD

Parrez ar Follgoad a zo stag ouz kanton Lesneven. N'eo parrez nemet abaoe ar bloavez 1829. D'ar XIV^e kantved, ar Follgoad a oa stag ouz parrez ELESTREG, anvet c'hoaz GWIKELLO kerkent hag ar XVII^e kantved.

AN ILIZ.

E penn-kenta ar XV^e kantved eo bet savet ILIZ ar FOLLGOAD. Eur savadur dispar e pep doare a zo anez; ar pez a ra dreist-holl estlamm an dud a zeu d'he gwelout eo an doare pinvidik m'eo kizellet, kinklet ha fichef.

Diouz tu ar c'huz-heol eman an talbenn pe fasadenn gant daou dour; unan eus an touriou en deus eur beg uhel eus ar XV^e kantved, egile a zo warnan eun doenn volzek savet er bloavez 1505. An tour uhela, beg hag all, en deus eiz-ugent troatad uhelder.

E tu an hanter-noz n'eus kroazenn ebet, met kroazenn ar c'hreisteiz a zo doun hag a ro d'an iliz firm eur skouer; ar groazenn a zo enni eur chapel ha kambr an tenzor. Dor-dal Alan ar Ru hag hini an daouzek apostol a zo kizellet eus ar braoa.

Ar prenest bras, anvet c'hoaz « Rozenn KERMAN », a oa unan eus kaera labouriou liverien-war-wer Breiz ar XVI^e kantved. Gaou bras a oa graet outan gant an tangwall er bloavez 1708, ha ne voe kempennet nemet wardro 1825. Ar prenest nevez n'eo ket avat tost ken brao hag an hini koz.

En diabarz e kavomp eiz aoter gotek, e maen, hag eur chantele, pe jube, eus ar re gaera.

N'eo ket hep abeg e c'heller lakaat ar CHANTELE/e renk kenta penn-oberou an arz breizek.

SALAUN AR FOLL.

Iliz ar FOLLGOAD a zo bet savet warlere'h istor vurzodus SALAUN AR FOLL.

An Aotrou Yann Willerm, beleg, a gount d'eomp n'hellas biskoaz ar paour-kaez Salaün deski netra nemet an daou c'her : AVE MARIA.

O lavarout hag o dibuna a rae hep ehan. Dindan eur wezenn deo e rae e anneze, ar skourrou izel a rae toenn ha

kae e lochennig zister. E-unan edo o chom eno, kousket a rae war an douar; p'en deveze naon ez ae dre gêr Lesneven en eur c'houlenn bara; lavaret a rae: « Ave Maria - Salaün a zebrebara ». Distrei a rae d'e loj hag e soube e vara e dour eur feunteun tost ac'hano.

A-hed e vuhez n'helljod gwech ebet ober d'ezan dibri netra all na mont da gousket d'eu lec'h all. P'en deveze riou er goany e pigne en e wezenn hag e c'hoarie branskellig a-istribilh ouz ar skourrou evit tomma d'ezan, en eur gana a-bouez penn: « o.o.o.o.o. Maria ! » Abalamour da zoare trueuz ha digustum e vuhez e veze graet ar Foll anezan.

Mervel a reas, ha war e vez e savas eul lilienn c'houez vat ganti ha skrivet war ar bleuniennou anez e lizerennou aour, ar c'homzou: « Ave Maria ». Al lilienn a yae he gwirizou e ginou ar Foll en doa ken alies aspedet ar Wer-c'hez.

En envor eus ar burzud kaer-se e voe savet e kichen ar feunteun eun iliz dediet d'an Itron Varia.

Er bloavez 1422 Yann V, dug Breiz, a stagas leve outi hag a gargas eur rummad chalonied da bedi enni... Epad daou c'abant hanter e tiredas d'an iliz berniou tud da bardona ha kalz prinsed ha tud a lignez uhel.

Pa goueze gwaligner war ar vro ez aed d'ar Follgoad da bedi...

Er bloavez 1597, ar vosenn a reas e reuz e bro Leon. An Aotrou'n Eskob Rolland a Neuville a reas al le da vont da bardona d'ar Follgoad ma ehanfe ar c'hlenvet. Paouez a reas ar vosenn ha derc'hel a reas' an Eskob d'e bromesa: mont a reas da bardona d'ar Follgoad, eun engroeze vrás a dud ouz e heul.

Epad an XVIII^e kantved e kollas an iliz nebeut ha nebeut eus he brud, hag an Dispac'h bras her c'hasas da netra. Mac'hagnet e voe skeudenn « Ar Rouaned oc'h azeuli ar Mabig Jezuz » ha skeudenn « An AEL hag ar vesakerien », kizellet war an nor-dal gwaskedet gant ar porched. Torret e voe delwenn an dug Yann V a oa a-gleiz d'ar porched, gant e gurunenn, e gleze noaz, war e zaoulin dirak ar Wer-c'hez. Eun delwenn-bennak a chomas diempach a-zilerc'h an dispac'h erien evel hini ar Wer-c'hez kunv, harpet ouz penn an iliz, o vousc'hoarzin ouz ar bardonerien a zeu betek ar feunteun.

An aotronez personed a zo bet karget eus ar barrez abaoe 1829 a boanias da gaeraat endro ar chapel ha da rei eul lusk nevez d'ar pardoniou.

Pardoniu bras an XIX^e kantved a gomansas goude ar brezel 1870.

D'an 24 a viz mae 1873 e tiredas d'ar Follgoad eur boblad tud, ouspenn 30.000 anezo, gant 75 prosesion.

D'an 8 a viz Gwengolo 1886 e voe 40.000 pardonier ha 80 prosesion gant kroaziou ha bannielou. Daou vloaz warlerc'h, d'an 8 a viz Gwengolo 1888, e voe kurunet skeudenn goz Itron Varia ar Follgoad, skeudenn vaen Kersanton hag a zigouez ker brao diouz liou tenval an iliz. An Aotrou Kardinal PLACE, arc'heskob Raozon, a oa e penn ar gouel hag an Aotrou'n Eskob FREPPREL a reas ar zarmon. Kaer e oa gwelout 82 prosesion o tremen etouez eur mor a dud. Eur baradoz a feiz hag a levez e voe ar FOLLGOAD en dervez-se.

Er bloavez 1913 e tigouez 25^e bloavez kurunidigez I. V. ar Follgoad. Graet e voe er Follgoad kendalc'h breizad ar Werc'hez.

Ar pardon bras a vez lidet d'an 8 a viz Gwengolo.

Unan eus devosionou bras ar Follgoad eo devosion ar Pemp Sul gant ar stasionou.

E Miz Mae eo e vez ar Pemp sul, hag, ouz ret, e vez kemeret kenta sul Miz Even pa ne vez nemet peder sulvez e Miz mae. Kalz tud a vez er Follgoad d'ar sulveziou-se.

Setu aman ar stasionou a ra ar bardonerien: en eur zigouezout er bourg dirak ar groaz ruz, dirak talbenn vraz an iliz, dirak kroaz ar Chardinal de Coativy, dirak ar feunteun a zo e penn an iliz, ha zoken dirak enn eienenn all a zo a-drenv da vaner an Dukez Anna, ar bardonerien a chom a-zav, a ya war o daoulin hag a bed. E diabarz an iliz ez aer da bedi dirak pemp aoter ar penn uhela, en daou a zo dindan ar chandele hag hini ar maenfont.

Pedet e vez I. V. ar Follgoad ispisiait evit an anaon, bep lun. Kalz oferenou a vez lavaret evito ha n'eo ket stank an dud a varv er parreziou tro war dro ha ne ve ket d'al lun warlerc'h o maro, lavaret eun oferen evito ouz aoter an Itron Varia.

Gwechall e lenned endro da unan eus aoteriou ar chandele ar c'homzou-man: « Vous qui ici venez — priez Dieu pour les trépassés » — « Choui hag a zeu aman, pedit Doue evit an anaon. »

AR BREZONEG EN

“ OBEROU YAOUANKIZ ”



Ar skol, en amzer dremenet, he deus roet da vugale Breiz eur gelennadurez enep natur, hag o savet e dispriz o bro, o ouenn hag o yez.

Sklaer eo kement-se da bep den.

An « OBEROU YAOUANKIZ », re allies, o deus kendalc'h labour ar skol: divreiza, divrezonega !

Ar SONIOU a veze kanet e Pariz eo a veze desket goude d'hon tud yaouank.

Ar « PEZIOU-C'HOARI » a veze dispelet er c'hériou evit tud ha n'o deus ket hor stumm-spered d'ezemp-ni, eo a veze dispaket goude dirak kouerien Breiz-Izel. Evit plijout d'eun dornadig « begou galiek » — begou diskiant allies — e veze graet lodenn wenn d'ar brezoneg. Awechou e veze roet d'ezan... ar vaz da lipat !

Ar C'HELACOUENNOU, al LEVRIOU a veze lakaet etre daouarn ar yaouankiz, gallek holl, gallek hepken ! Evel pa ne vije nag eul leor nag eur gelaouenn vrezonek gouest da sevel spered ha kialon ar Vretoned.

Ar BODADEGOU a veze graet e galleg, da dud hag a vije, edoug ar sizun, o komz brezoneg; evel pa ne c'herie ar brezoneg beza mat nemet da gas ar c'hezeg pe da lavarout d'eun amezeg eo tomm an heol ha brao an amzer !

Pet skouer all ne c'heilfen ket rei ? Ha piou a gredfe va lavarout ?

PETRA ' VEFE DA OBER ?

Ar skiant vat hag an natur a respont :

Kelenn ar Vretoned evel Bretoned ma 'z int: ha n'eo ket rei d'ezo eur gelennadurez diouz doare Parizianed pe Vokoed.

An holl Fransizien n'o deus ket ezomm — ha n'eo ket mat d'ezo — tremen dre an hevelep moul. Diskar Breiz a raer, ha diskar ar Frans war ar marc'hadj, o rei da yaouankiz Vreiz eur gelennadurez divreton. Hor bro-vihan, dre c'hiras Doue, n'eo ket bet ken taget hag an rann-vroïou all gant ar vreinadurez he deus taoiet ar Frans en toull testa d'ar vered.

Hag e vijemp c'hcáz dall awalc'h evit sklaenza hor Breiz en eur ziwrizienna eus kialon hon tud yaouank kement neudenn vreizek a zo enno ? Ne welomp ket penaos, o vouga enno ar spered breizek, e roomp d'ezo eur spered all ha ne deu d'e heul,

alles bras a wech, nemet dizurz ha paganiez. Rak n'eo ket spered Sant Loiz, eur wech c'hoaz, nag hini Sant Visant a Baol eo a zeu hirio e Breiz da heul ar galleg a laz ar brezoneg. N'eo ket zoken spered ar Frans ! Rak ar Frans he-unan he deus kollet ke gwir spered d'ez.

Souezus eo e vefe kement a dud, ha zoken tud desket, ha ne gomprinfent ket ne c'hell ket eur bobl chench spered hep chench yez war ar memez tro. Koulskoude, eur wirionez eo hounnez hag a zo anavezet a bell-zo gant an dud a skiant.

Perak eo chomet tud ar Pologn kristenien vat d'ar poens m'eo bet ken alies dismantret o bro, d'ar poent m'int bet o-unan taolet eus an eil rouantelez d'eben, ha rouanteleziou n'oant ket katolik. Perak ? Abalamour Poloniz o deus bet atao miret o yez en despet da bep tra. Da heul o yez o deus dalc'het o spered, ha dalc'het o feiz.

Perak e talc'h kement eskipien ar C'hanada d'ar galleg, d'ar poent m'eo ar C'hanada d'ar Saoson ha m'eman al lodenn vrass eus ar C'hanadianed o komz saozneg ? Perak ? Abalamour ma oar ervat an eskipien eo ar saozneg er C'hanada yez ar protestanted, hag ar galleg yez ar gatoliked. Dilezel o galleg a vije war eun dro lakaat en arvar o feiz katolik, rak ar bobl a gemerfe iveau ar spered protestant. Spared galleg ar C'hanada n'eo ket ar spered a zo hirio e Frans, siouaz d'eomp-ni ! Kalz eo tristenoc'h.

Ha n'eo ket farsus neuze — pe glac'harius — klevout tud o veuli Poloniz ha Kanadianed da veza dalc'het o yez, ha dre o yez o feiz, hep kompreñ hon eus ni, Bretoned, kement a lec'h hag ar poblou-se, da zerc'hel d'hor brezoneg.

Kerkent ha ma fell d'eomp lavarout e talc'homp d'hor yez, n'eo ket hepken dre ma 'z omp Bretoned hag eo ar brezoneg yez Breiz, met ive dre ma welomp ervat e koll ar Vretoned o feiz e serr koll o spered breizek, e vez kavet tud — hag en em gav bras a spered — da rebech d'eomp ez eomp re lark, ha n'he deus eur yez netra da welout war ar feiz kristen.

Bezit leal !

Evidoun-me a lavar hag a lavaro : chench yez evit eur bobl a zo chench spered.

Dilezel ar brezoneg evit ar galleg a zo dilezel ar spered breizek evit ar spered gall. Kemer ar spered gall, an traou evel m'emaient en devez hirio, a zo kemer eur spered nevez ha n'eo ket tost ken koulz na ken kristen hag ar spered breizek.

Ha fazia a reomp, en « Oberou yaouankiz », ma ne roomp ket d'hon tud eur spered breton ? (Ne lavaran ket eur spered a zisparti diouz ar Franz !)

Kaout a ra d'eomp sevel tud dilu.

Ha goude kement a boan evel a gerner hirio gant an dud yaouank, ne weler nemet diskar ha fallaenn eus an eil rumm tud d'egile.

Freuza a reomp gant eun dorn ar pez a glaskomp sevel gant an dorn all.

Klask a reomp sevel kristenien.

Hag emaomp war ar memez tro, dre hor c'helennadurez galleg hepken, ha dre se enep-vreizek, o tifonta hag o tismantri er c'halonou ar pez a oa ar gwella diazez evit ar feiz kristen.

Ar spered breizek a zo bet a holl viskoaz eur spered kristen.

Emaomp o klask sevel kristenien hag e lakaomp hor youankizou da zistrei o sellou diwar ar skoueriou kaer a gavfent c'hoaz o bro, e BREIZ, evit o zeurel en diavazez da Vreiz, gant avi, war dud hā n'eo ket tost d'ezo talvezout ar Vretoned.

Poent eo rei da glevout d'hon tud yaouank mouez ar gwad. Deskomp d'ezo karout o Breiz, istimout o guenn, kaout lor'h eus o yez, ar BREZONEG. Roomp c'hoant d'ezo da zerc'hel Breiz er renk a enor a zo bet he hini betek-hen.

Neuze n'eo ket avel eo a vez en o fenn. Eun uhel-vennad a zo aze, gouest da entana kalon an dud yaouank, gouest da ziskouez d'ezo ar vuhez dindan eun dremm dudius.

Nemet eo ret hen dizelei d'ezo...

Ar Frans ne vez ket savetaet pa vez peurdroet ar Vretoned e Gallaoued.

Breiz eo a vez neuze peurgollet.

Dont a c'hellar neuze da Vreiz da glask danvez beleien ha leanezed !

Divrec'h a vez c'hoaz da labourat an douarou ?

Marteze...

N'eo ket sur e vefe.

Ar skol hag an « Oberou Yaouankiz » a savo ar vro, ma savont Bretoned.

Neuze e savint Kristenien !

Lavaret e vefe muic'h-mui e fell d'ezo hen ober.

Eman loc'het an Y. K. A. M. hag ar skol gristen...

S. S.

« Arthur de Bretagne »

Eur pez-c'hoari galleg, savet gant Claude BERNARD, hag embannet, evit an eil gwech,

gant an Aotrou ar Go. medezin.

Ano a zo da drei ar pez-c'hoari e brezoneg.

DOURIG POULLRAN

Anaout a rit Poullran? Nann?

Eur bodad tiez kluchet start an ell ouz egile, e traof diou dorgennig. Eur c'horn bro avius beva ennañ... Pep aezamant e gwirionez nemet unan!...

Re a zour a zo e Poullran, evel ma c'hoarvez alies e traof an tergñ. Ha re a zo fall, evit an dour evel evit pep tra; hag e kichen Poullran n'eo ket vat hepken eo a ra. Re a bri a sav diwarhan.

Re a bri, hag abalamour da-ze, ne vez ket brao bemedz beva e Poullran...

Rak diwar ar pri eo savet ar jabadao etre Glaoda Gerstrad ha Saïg ar Penikan, an daou amezog a zo etre o daouarn al leveou kaera eus a Boullran.

Glaoda ha Saïg a wele ervat ar pri war an hent hag an hent o freuza, hag a glemme rodou o c'hirri pa strakent en eur goueza en toulou, pe ive o boutou d'ezo o-unan pa deue ar mare, epad ar goaïv, da vont d'ar park, da c'houlou-deiz, dre ar straed poulladet warni an dour hag ar pri. Ar merc'hed a sarmone ive pa rankent mont d'an douarou da gas pe da gerch'et ar chatal, ha muioc'h c'hoaz p'en em gave er gér ar vugale vihan gieb betek o hanter...

Glaoda Gerstrad hag e wreg a soñje : « *Mez eo evelato lezel eun hent er stad-se, p'o deus Saïg ha Soaz ar Penikan kement all a amzer d'ezo !...* »

Saïg ha Soaz ar Penikan a soñje diouz o zu : « *Mat, lavarout a ranker er memes tra eo tud fallakr hon amezelen : kement all a vein en deus Glaoda Gerstrad en e bark-ar-Menezig !* »

Met ruilh soñjou dre ar penn, noz ha deiz, ha lakaat teodou da strakal war gein an amezelen, ne zegas ket ar vein da ruilh war ar straejou! Ha den ne oa meneg gantañ da gregi gant al labour. Soñjit 'ta! Daoust ha da Zaïg oa plega da c'houlenn digant Glaoda rei e vein?

Ha daoust ha Glaoda a oa e dro da rankout pedi Saïg da bresta d'ezan poan e zivrec'h?

An dourig avat ne c'houenne seurt gant den, hag a rae aketus e labour a-hed ar straed. Bemedz e fallae doare an hent, ha da heul e fallae an trau etre an amezelen, hep na lavarfe den netra. Pep-hini koulskoude a ouie mat a-walc'h perak e save yenienn, ha perak ne veze ket mui a sellou euen etre an ezec'h hag ar gwragez; perak ive e veze difennet groñs ouz bugale an daou di, sebezet holl, mont da c'hoari gant bugale an amezien...

Ar pez a c'hepled da c'hortoz diwar neuze, a erras eun devez: an arne du a oa oc'h en em zastum abasuekeit all azioch' Poullran, ar c'horn bro evurus gwechall, a darzas en eun taol, sec'h ha kalet, ha berr, met siouaz n'oa nemet an taol kenta. Hag evel just, ar jabadao a loc'has dre ar merc'hed.

**

E-kreiz ar goaïv, Soaz ar Penikan a oa chomet e Gwarem-ar-Bleizi, ar park pella diouz ar gér, diwezatoc'h eget kustum, abalamour ma felle d'ez i echui gant eur bengennad ruta...

Tefñvalik e oa pa gemeras hent ar gér. Hegaset gant he skuizder ha pouez an devez labour, Soaz ne yeas ket gwelloc'h an traou ganti, pa zegouezas er straed.

A-vec'h m'he devoa graet enni eun nebeud kammedou, ma oa leun mat he boutou.

Ha dre ma karge he boutou e karge he sac'had imor, hag hemañ a oa leun-bar pa zispakas erfin tiez Poullran en deñvalijenn.

Hag an diaoul a ouie ervat petra a rae, pa zegase Glaoda Gerstrad da gichen e borastell, d'ar mare ma tremene Soaz dirazañ.

Setu neuze eun abadenn! Ma oa skornet treid Soaz en he boutou prielek, he zeod a chome lampr en he genou, lampr awalc'h evit distaga d'he amezeg sabatuet, eur bern rebechou, ken stank ma ne c'hellas ket Glaoda lakaat eur ger e gwask ar re a goueze druz ha trenk eus muzellou Soaz.

**

Glaoda a hojas e benn hag e skoaziou, hag a gendalc'has gant e zervichou: « *Warc'hoaz, e soñje ennañ-e-unan, e vo gwelloc'h an traou, pa vo kouezet ar barrad-imor da heul an noz.* »

Met e wreg, pa gontas d'ez i an abadenn, a cheñchas baz en daboulin, hag a savas war he c'harniou: « *Te n'out nemet eur bugel ! En em lezel evese da veza batalmet gant eun teod flemmus... Warc'hoaz e welli ! M'he deus Soaz gwad ruz ha bero en he gwazied, me ziskouezo d'ez i ive n'eo ket dour a zo em re !* »

Ha setu dirollet ar merc'hed e Poullran!

**

An dud a lavar e voe yut ar gaoz, en dervez warie'h, abred diouz ar mintin e ti Soaz. Ne voe ket a chachadennou bleo, met diwar an hent bras, e veze klevet an teodou o strakal.

Ha diwar neuze, echu ar peoch'h hag an unvaniez e baradoz Poullran.

Disparti krenn a voe lakaet etre an daou diegez, evel ma n'o defe biskoaz en em anavezet. Echu ar c'hoariou etre ar vugale, darempred ebet ken etre ar re vraas. Pep ozac'h diwar

neuze a reas e hent gant e jao dre e zouarou e-unan, evit mirout da vont dre ar straed.

Douar a veze kollet, amzer ive; tro hir a ranked ober; met da vihana, pep hini a c'helle, gant lorc'h, en em anzav ne gile ket dirak egile, hag a gave mat an traou evelse.

**

An dourig iveau war ar straed en em gave mat en doare nevez: bremañ e c'helle ober e hent evel ma kare; den ne zirende anezañ diwar e labour, ha mont a rae en dro eus e wella, aketus da greski bepred e lodenn-zouar, hag e zanvez.

Bloaveziou a dremenras evelse. Ar poullou bihan o devoa graet poullou bras; ar raned a c'hoarze enno hag a gane da serr-noz... na den na karr na loen d'o straouilha ken!

Pep ozach, start en e vuhaneg hag e ourgouilh, a gave gwelloc'h tremen bep bloaz eun nebeut sizunveziou o tresa an hent en devoa graet a dreuz e barkeier, kentoc'h eget kila dirak e amezog...

**

Evit eur wech, ar re yaouank en em ziskouezas furoc'h eget o c'herent...

Gant an amzer, bugale Glaoda ha Saïg a oa savet da dud yaouank. Er skol, e kuz d'o zud, o devoa bet tro d'en em welout epad bloaveziou, hag evelse da zeski n'oa ket an amezelen ken fallakr ha ma lavared d'ezo.

Er c'hentellou katekiz, ha diwezatoc'h e bodadegou yaouankiz kristen ar maeziou, o devoa klevet dispelega, meur a dro, lezenn vrás ar garantez.

Hag arrok mont da glask lakaat an unvaniez e touez an dud all, warlerc'h an enklaskou o doa graet, bugale Poullran a gomprenas e bleent da genta kiza ar gasoni en o c'hér o-unan.

Setu ma tigouezas eur sulvez, en eur zont d'ar ger eus an oferenn-bred, Yannig Gerstrad a-unan gant Yvonig ar Penikan: an daou vab kosa eus pep tiegez a en em glevas neuze evit parea Poullran...

Pep hini a lakaas en emgleo ar vugale all, laouen da rei an dorn evit eur seurt labour. Hag eun dervez, ar vugale, e pep tiegez, a stagas gant ar gerent.

**

Ar c'hrogad kenta avat a voe c'houero: ar pennou-koz a vez kalet, hag an dismeganion a-wehall a zave atao da uhela; ar gerent a zalc'h start pep hini diouz e du. — A nebeudou koulskoude, an dud yaouank a deuas a-benn da freuza, tamm ha tamm, ar voger uhel ha ledan savet gant ar gasoni etre an daou diegez.

Warlene, epad eur velhadenn Nedelec, warlerc'h eun taol domino, e vœu renevezet, en dro d'eur banne kafe, evit levenez

an holl, liamm ar garantez hag an unvaniez etre an diou familih.

Kaeroc'h: n'eus kaoz bremañ gant kouezerez ar bourg, ha da sadorn d'an noz, e stal ar perukennner, nemet diwarbenn an doublenn a vo embannet dizale etre bugale Glaoda Gerstrad ha Saïg ar Penikan.

**

An dourig avat a gav kerse: echu e rouantelez veur war straed Poullran! Koz ha yaouank eus an daou diegez oc'h en em zikour da vernia mein dirazañ, eo bet ret d'ezaf kila hep dale. Ha bremañ

e kerz adarre, sentus ha soublet, er c'houer merket d'ezaf a-hed an hent.

Evelato en despet d'an dismeganis graet d'ezaf, e kemer plijadur o vouskana gant e zour sklaer, d'an unvaniez distroet e baradoz Poullran.



FALC'H-AR-PRAI

« Ar Pesk Aour »

Koanta ha plijusa romaut bet embannet betek-hen e e brezoneg, a lavar Arvor.

Gwir eo, na koantoc'h na plijusoc'h n'am eus kavet.

Lennit' ta « Ar Pesk Aour » dispeget en eur brezonek flour gant Roparz HEMON,

skeudennet dispar gant R. MICHEAU-VERNEZ.

Lennit « Ar Pesk Aour » a lakay ac'hanc'h da skrijan.

Imprimerie Centrale de Rennes

7, Rue des Francs-Bourgeois — Rennes

PRIZ : 20 Iur

KENSTRIVADEG AR C'HATEKIZ BREZONEK

Eur c'chant hanter a vugale (150), eus 25 parrez, o deus kemeret perz er genstrivadeg. Ar re o deus bet an hanter eus ar poenchor — 30 war 60 — a vez kaset eur pris d'ezo gant ar « Vuhez Kristen ».

ROLL AR CHOUNIDEIEN

1. Valentin Mescoff, Lamber.
2. Jermanna Péron, Brasparz.
3. Mari Gléau, Lamber.
4. Josef Mescoff, Lamber.
5. Mari-Anna Autret, Lamber.
6. Yann Henry, Plouzeniel.
7. Fransez Autret, Lamber.
8. Anna-Mari Henaff, Plogoneg.
9. Odilia Fertil, Pouldregat.
10. Soazig Mescoff, Plouarzel.
11. Mari Cariou, Lamber.
12. Alina Morvan, Lanliz.
13. Anna Lucas, Pouldregat.
14. Odilia Le Gall, Plogoneg.
15. Yann Abajain, Plouzeniel.
16. Fransina Saoz, Ploniger.
17. Mari-Tereza Perrot, Ploniger.
18. Mari Cadiou, Ploniger.
19. Anjela Hensf, Plogoneg.
20. Fransz Stang, Plougonvelin.
21. Mari-Anna ar Goff, Plogoneg.
22. Mari-Tereza Lansonneur, Ploniger.
23. Suzana Raphalen, Pouldregat.
24. Jermanna Podeur, Lamber.
25. Mari Quere, Pouldregat.
26. Jorjeta Moal, Pouldregat.
27. Anjela Peuziat, Pouldregat.
28. Oliv Cariou, Lamber.
29. Yvona Guenneges, Gwitalmeze.
30. Mari-Tereza Cozien, Lamber.
31. Viktorina ar Rû, Plougonvelin.
32. Deneza Breilvet, Pouldregat.
33. Odete Quere, Pouldregat.
34. Selina Raphalen, Pouldregat.
35. Herrietig Joncour, Plogoneg.
36. Mari-Louiza Lucas, Brelez.
37. Yann Callac, Lamber.
38. Jafin Gahagnon, Lamber.
39. Mari-Jozefa Riou, Pouldregat.
40. Odete Kervarrec, Pouldregat.
41. Jafin Bourdon, Pouldregat.
42. Mari-Tereza Castrec, Pouldregat.
43. Jafin Cam, Plouzeniel.
44. Jermanna Jaouen, Lamber.
45. Noël Coum, Gwitalmeze.
46. Tereza Gouillou, Plouzeniel.
47. Tereza Douy, Plogoneg.
48. Mari-Tereza Guiavarch, Plabenneg.
49. Mari-Tereza Guizien, Lannurvan.
50. Jermanna Le Hir, Bourc'h-Wenn.
51. Kristina Gourmelon, Plabenneg.
52. Mari Roudaut, Kerniliz.
53. Louiza Berrou, Trezilidé.
54. Ying Jaouen, Lamber.
55. Anna-Mari L'Hostis, Plougonvelin.
56. Agnès Gouillou, Pouzeniel.
57. Yvonna Richard, Ploniger.
58. Simona Le Moign, Ploniger.
59. Anna Le Page, Plogoneg.
60. Albert Jacob, Rosko.
61. Fransez Bosseur, Plougerne.
62. Mari-Tereza Bosseur, Plougerne.
63. Selina Leven, Plougonvelin.
64. Mac'hariet Guivarc'h, Mespaoz.
65. Monika ar Berr, Ploniger.
66. Mari-Tereza Cadiou, Ploniger.
67. Yvona Roudaut, Kerniliz.
68. Mari-Tereza Conan, Plogoneg.
69. Anjela Guivarc'h, Mespaoz.
70. Simona Brenaut, Lannurvan.
71. Yveta Tanguy, Plouenan.
72. Mari-Tereza Letty, Guiseni.
73. Mikael Cozien, Lamber.
74. Mari-Jozefa Kermalidic, Lamber.
75. Yvona L'Hostis, Plougonvelin.
76. Mari-Tereza Kermarrec, Kerniliz.
77. Anna-Mari Guivarc'h, Mespaoz.
78. Yann Petton, Lamber.
79. Mari Andre, Lannurvan.
80. Tereza Brodeur, Plougerne.
81. Yvona Floch, Plougonvelin.
82. Eliana Carn, Pouldregat.
83. Mari-Tereza Polard, Plabenneg.
84. Josef Plandar, Plouzeniel.
85. Anna-Mari Bodiou, Plogoneg.
86. Yvona Lozac'hmeur, Plogoneg.
87. Anna Nihouarn, Plogoneg.
88. Mari Quellec, Plougonvelin.
89. Yvona Roudaut, Kerniliz.
90. Mari-Louiza Petton, Plougonvelin.
91. Helena Podeur, Plougonvelin.
92. Deneza Petton, Lamber.
93. Tereza Fave, Kerniliz.
94. Juliette Le Grand, Plogoneg.
95. Mari-Tereza Abiven, Kerniliz.
96. Emmanuela Le Roux, Kerniliz.
97. Leontine Jestin, Plabenneg.
98. Yvona Lainé, Plougonvelin.
99. Mari Louboutin, Plogoneg.
100. Yann Gavan, Plouzeniel.
101. Kristine Dagorn, Plogoneg.
102. Yvona Bidon, Guengat.
103. Deneza Roquinarch, Lok-Eguiner.

BUGALE !

Mall ho poa da anaout roll ar priziou, evel m'en deus eul labourer mall da gaout an digoll eus e labour.

Holl ho peus lakaet ho poan, ha ma 'z eus lod ha n'o deus pris ebet eo dre ma rank unan bennak chom e lost an ti.

Gant Lamber ez a ar maout.

N'eo tamm edet souezus, rak bugale Lambér a zo boazet da ober en o farrez, bep tri miz, eun dever katekiz brezonek. Hag en doare-se eo deuet o fluenn da veza lemm hag o deus paket al « lans » war ar re all.

Eur c'halz eus al labouriou a zo skrivet fraez ha renket kempen evel m'am oa goulenet. Meuleudi am eus da rei evit se, dreist holl da vugale Pouldergat, Ploniger ha Brasparz.

Eun nebeut deveriou a zo marellet gant geriou galleg. Perak skriva : école du Sacré-Cœur, de Sainte-Anne, de Sainte-Thérèse, e lec'h : skol ar Galon-Sakr, skol Santez Anna, Santez Tereza ?

Kavet am eus iver tammoù brezoneg-saout evel : « Doue en deus en em manifested d'an dud (Ploniger)... drebi mern gant kalz appetit (Ploniger). An ebrestel a oue saisisset dre an admiration (Plabenneg). — Eur burzud a zo eun dra drol grët gant Doue, a lavar eur Gernevodez vihan. — A.-M. M... a ya bep sul da c'houspiou — ha T. F... pa ne vez ket en horitin a ya da c'houspillou. »

Eur burzud n'eo ket eur mister eo, N'oa ket awalc'h skriva : ar burzud brava a gavan eo : « Jezuz a jenchas an dour e gwin », hep konta d'in ar burzud-se. Ret e oa konta ar burzud, hep e eilstkriva ger evit ger diwar an Aviel. Lod a gont burzudou ha n'emaint ket en Aviel, hag o deus kollet poenchor.

En eur barrez (eus bro Leon) ne seblant ket bez a striz an urziou war ar vugale, rak evito holl disenti ouz o mamm n'eo ket eur peched bras. En eur barrez all avat (eus bro Gerne) n'eo ket brao disenti, rak A.-M. Ph... a chourdrouz ar pôtrig disent o lavarout d'ezan : « Ma ne sentez ket e vec'h fustet ! »; da lavarout eo : ho pezo fest ar vaz.

E-touez an anoiou brava da rei d'eur chrouadur breizat em eus kavet unan bennak ha n'int ket eus hor bro, evel : Lucie Boniface, Erasme.

Evit ar pez a sell ouz an doare skriva em befe kalz a rebezhou da ober. Anat eo n'or ket staget da vat da zeskilenn ha skriva brezoneg er skoliou. Nag a c'heriou mac'hagnet ha skrivel en eun doare truezus pe jarsus. A-benn bloaz, fizians am eus, e tevio guellaenn war ar poent-mañ.

SETU BREMAN EUN TANVA EUS AR RESPONCHOU KAERA A ZO BET GRAET

Gouenn 1. — Ar vugale a zesk o relijion da genta ez-vihanik war barienn o mamm. Deski a ra d'ezo balbouzat eun nebeut geriou, ha dre ma kreskont e tesk d'ezo o chatekiz. Goude e vezont kaset d'ar skol e lec'h ma vez peurzesket d'ezo o ch'reansou. (Valentin Mescoff).

Gouenn 2. — Bez' ez eus ha ret eo e vefe eun Doue. Penaos e vije bet graet traou ar bed-mañ ma ne ve Doue ebet ? O-unan ? N'em eus gwelet morse netra hag a ve bet graet e-unan. Pa sellan ouz an heol, ar steroid, ar mor, an douar, an dud, an aneavaled, an distera keñellen, ar c'haëra bokedig, e rankan anzav int kaer hag ez eus ranket kaout unan da ober an traou-se : hennez eo Doue. (Soazig Mescoff).

Gouenn 3. — Dre an ene, an den a sonj, a entent, a gompren, a gar; en ene emañi ar volonteze. (Marie-Anna Autret).

Gouenn 4. — Eur burzud a zo eun dra dreist-natur, en tu all da c'halloud an den. Ne hell beza graet hepken nemet dre c'halloud an Aotrou Doue. Ar Wer'chez, an Aelez, ar Sent a zo gouest d'ober burzudou p'o deus bet autre digant Doue. (Soazig Mescoff).

Gouenn 5. — « Jezuz a bareas eun den bouzar ha mut ». Goude beza kontet brao ar burzud-se, Mari-Tereza Castrec a lavar : « Eur medisin n'eo ket gouest da ober eun dra eveise ».

Gouenn 6. — Pa oan dizro eus ar gousperou em boa graet eur frappad c'hoari da c'hortoz poent koan. Goude koan e voe graet eun tammig glabousat e-kichen an tan, goude-se e voe lavaret ar grasou ha pep hint d'e... lok ! » (Yann Herry).

Setu aze eur paotr dijjipot avat !

« Goude gousperou ez an da zestum bokedou er parkeier ». (A.-M. Bodiou).

Gouenn 7. — Setu aman eun tanva eus ar brezegenn graet da Jopig gant Mari Gleau : « Da vamm eo an hini a zo tout evidout, chom a rafe hep debri evit n'az pefe ket naon, hep kousket evit beilha warnout ha dressa da zilhad... Dirak kement a vadelez, gwel, Jopig, pegeñ bras eo bet da bec'het ha kompreñ petra eo kalon eur vamm. »

Gouenn 8. — Pa oant bet maeronex evit ar wech kenta e oa d'am niz binhan. N'ec'het e oan bet evit kaout eun ano d'ezan. Perak, emeve, ne rofen ket d'ezan eur sant eus Breiz da batron ? Va mamm goz, Doue he fardono, he doa kontet d'in, eun dervez, buhez sant Gwenole. Ha me lakaat va filhor Gwenole. An holl a gavas brao an anse. (Jernana Peron).

Gwelet a rit pegement a draou kaer a gaver da skriva pa garer poanta. Allo, bugale, Kenavo ar bloaz a zeu. Kendalc'hit da garet ar brezoneg ha d'hen deski gwelloc'h givella.

Doue ha Sent BREIZ ho pennigo !

MELEGAN.

Ra vezo meulet Jesus-Krist !... Bepred !



Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

SANT-FRANSEZ HAG AR GROUADURIEN

Va Breudeur ha va C'hoarezed ker.

Evit hon Tad sant Fransez, ar grouadurien ne oant ket hepken eur skeudenn eus galloud, furnez pe madelez an Aotrou Doue; bez' e oant ive eur skeudenn eus eil Ferson an Dreinded en em c'hraet den :

« Pa gave war e hent eun dra bennak hag a zegasen sonj d'ezan eus Hor Salver Jezuz-Krist, eme Tomaz Celano, e chome da sellout outan gant karantez ha levenez. »

**

Jezuz en deus lavaret : « Me eo sklerijenn ar bed ». En abeg da-se, Fransez en devezo doujans evit ar sklerijenn; azechou zoken e chomo hep mouga an tan pe e stlapa peil dioutan dre respet evit ar sklerijenn beurbadus :

« Nann, emezan eun deiz, arabat eo ober droug d'an tan ! »

Jezuz en deus lavaret e oa « an dour beo, an eienenn a strink betek ar vuhez peurbadus », hag en deus dibabet an dour evit netaat an eneou dre ar yadiziant... Goude an tan, Fransez a gante kenan an dour; pa wel'he e zaouarn, en em denne en eul lec'h distro, gant aon na vije breset an dour gant treid an dud.

Er Skritur-Sakr e vez graet eus Hor Salver : « ar Maen, ar Roc'h, Bleunvenn ar park ha lilienn an draonienn »... E koun eus ar chomzou-se ha dre resped evit Jezuz, e kerzo hor Sant goustad war ar mein hag en devezo eur garantez vrás evit ar bleunv.

Jezuz a zo marvet war ar groaz evit hon dasprena. Ar c'hoad a zegasen sonj d'ezan a gement-se hag eus karantez Hor Salver evit an eneou.

Dre vouez ar profed David, Jezuz en deus en em glemmet: « *Me a zo eur prenu, emezan, ha nann eun den.* » ... Ma kav eur prenu war an hent, Fransez a sonj er glemmadenn-se, ha, dre garantez evit e Vesti glac'haret, e kemer anezan gant doujans hag e toug anezan a-gostez gant aon na vefe flastret gant an dud o tremen.

Jezuz eo « *Oan Doue, an hini a lamm pec'hejou ar bed* »... Epad e basion eo bet ives, dre e zuoster hag e izelgez, henvet ouz eun oan... Awalc'h eo: Fransez a garo an denved dreist an holl aneved all; ouz o gweleout hepken, e tirolo alies da ouela.

Eun dervez m'edo o tremen dre-gichen ker OSIMO, e welas eun danvadez e-kreiz eur vandenn givri ha bouc'hed. Kerkent e troas war-du e geneil, Breur Paol, hag e lavaras d'ezan en eur hirvoudi:

« *O ! va breur, emezan, ha ne welez ket an danvadezig-se o vont dinoaz e-kreiz ar givri hag ar bouc'hed ? Evelse, m'hel lavar d'it, e kerze Jezuz gant douster hag izelgez e-touez ar Farizianed. Abalamour da-se, dre garantez evitan, eo ret kaout truez ouz an danvadez-se. Evit he zenna a-douez ar bouc'hed hag ar givri, ni a breno anezzi.* »

O welout an Tad ken glac'haret, Breur Paol en em lakaas ives da ouela, hag i o-daou ha mont da varc'hata an aneval. Pa voe ret paea avat, en em gavjont nec'het-bras; n'o doa netra da rei d'ar mesaer! Eur marc'hadour o tremen en devoe truez outo hag a baes en o lec'h. Fransez a sammas neuze « *e c'hoar an danvadezig* » hag he dougas gant evez ha madelez da di Aotrou'n Eskob OSIMO.

Pa gave war e hent denved o vont da di ar chiger, e veze rannet e galon, hag, e koun ous Oan Doue kaset d'ar maro evit silvidigez ar bec'herien, e tasprene anezo ken lies gwech ha ma c'helle. Nag a hini a savetaas evel-se !

**

Eun den a feiz krenv hag a garantez virvidik e oa eta Hon Tad Sant Fransez; atao e veze o klask Doue evit e garout, ha ken mat e klaske anezan ma kave ar rouéenn anezan e pep tra, en traou *bihan koulz* hag en traou bras.

Kemeromp skouer diwarnan; o welout ar grouadurien diniver a zo en-dro d'eomp, sonjomp eryat e galloud hag e madelez Hon Tad a zo en Nenv ha kerzomp difre war roudou an Hini a zo marvet war ar Groaz evit hon dasprena.

Bezomp ives tud a feiz ha tud a garantez ! !

« *Pa n'hellan ket mont d'an oferenn, ec'h adoran Korf ha Gwad va Salver er bedenn, gant daoulagad ar spered, evel pa'z an d'an oferenn.* »

(H. T. St-Fransez)

MEULOMP DOUE !

« *Diouz ar mintin, pa sav an heol, e tiefe an holl meuli Doue en deus e grouet, rak hen eo a ro d'ezo sklerijenn evit gweleout pep tra, ha, diouz an noz, pa 'z a da guzat, e tiefent meuli Doue, en deus krouet hor Breur an tan a ro d'eomp sklerijenn e-kreiz an denvalijenn. Ni a zo holl evel tud ganet-dall, met Doue, dre an daou Vreur-se, a ro sklerijenn d'hon daoulagad.* »

Evelse e komze sant Fransez... Ha ni, ha kompreñ a reomp eveltan pegen mat eo an Aotrou Doue ouzomp ?... Evit intent pegen prizius eo ar gweled, a lavare eur sant all, eo ret koill eul lagad ha beza e riskl da goll ives an hini all. Neuze e kompreñer. Ha ni, ha kompreñ a reomp madelez Doue en hor c'henver ?... Ha gouzout a reomp lavarout bennoz d'ezan ? Ha n'omp ket re alies tud all a spered ?

EUR SKABELL...

« *Eur skabell evit sevel war-du Doue, ...setu ar pez a oa ar grouadurien evit Fransez a Asiz.* »

(Tomaz a Celano.)

HON ANAON. — MILIZAG: an I. int. LAOT. PLOUNEOUR-MENEZ: A. M. Laurent; PLOUIDER: an I. Prémel-Cabic.

HON OFERENN AR MIZ a zo bet lavaret e kouent ROSGO d'ar gwener kenta 7 a viz maë.

KELEIER EUS AR BREURIEZOU

GWITALMEZE. — E Miz C'houevr diweza ez eus bet 25 bjoaz abaoe m'eo bet sayet ar Vreuriez. Evit merka eun draken talvoudus, an Tad Medard en deus prezeget eur retred d'ar C'hoarezed eus an 18 d'an 20. D'ar sul 21 ez eus bet graet eur gouel kaer enenor d'an Drede-Urz. En oferenn hag er gousperou, an Tadou Medard ha Brieg o deus dispeglez pegen talvoudus eo evit santelaat an eneou ha rei d'an Obererez Katolik ebrestel kalonek, karantezus ouz o nesa ha doujus e-kenver an lliz.

Breuriezou ar c'hanton o doa degaset ives unan bennak da gemer perz er gouel.

Goude ar gousperou ez eus bet roet ar gwiskamant da 18 c'hoar nevez... Betek-hen ez ae mat ar Vreuriez en-dro, renet en eun doare dispar gant an Aotrou BLEUNVEN... Hiviziken ez aio gwelloc'h c'hoaz !

Taolenn an induljansou. - Mae 1943

Deiz	Gouelioù	Indulj.
12 M.	GOUEL-MEUR S. JOZEF	I. L.
17 L.	S. Paskal Baylon	I. L.
18 M.	S. Feliz a Gantalin, Kapusin	I. L.
19 M.	Eizved Saint Jozef	I. L.
20 Y.	S. Bernadin a Sien	I. L.
21 G.	S. Krispin a Viterb	I. L.
30 S.	S. Ferdinand	I. L.
31 L.	S. Anjela Merici	I. L.
Da zeiz bodadeg ar Vreuziezh ha tri dervez d'ho choaz		I. L.

I. L. = Induljans leun.

EUN TAOL-LAGAD WAR VA BUHEZ : diwar-benn va fedennou araok ha goude ar prejou.

1° E-touez ar pedennou gourc'hennet gant va Reolenn bemdez, eman va fedennou a-raok ha goude ar prejou. Ha fidel ouen d'ezo ?

2° Eun dra a-bouez eo goulenn bennoz Doue war va boued evit ma roio d'in nerz da servija anezan, ha trugarekaat anezan da veza bet ken brokus em c'henver. Ha sonjet em eus e kement-se ?

3° Hirio ez eus eur bern tud ha n'o deus ket peadra da zebri. Pa vezan dirak eun daol leun a draou mat, ha sonjal a ran enné... Ha pedi a ran evito ?... Ha lakaat a ran a-gostez, evito, lodenn ar re baour ?

4° « N'eus forz petra a rit : debri... eva... pe eun dra all bennak, ème sant Paol, grit pep tra evit brasa gloar Doue ». Pa vezan ouz taol, ha sonj am eus eus Doue, a vag an holl dud evel ma vag labousedigou an neny ?

5° Ha n'em eus ket dilezet va fedennou gant mez rak an dud ?... Ha mat em eus graet va fedennou, n'eo ket hepken araok, met ives goude va frejou ?... Ha graet em eus ar pez a zo em galloud evit lakaat tud va zi da lavarout ar pedennou-se ?... Da vihana, ha roet em eus skouer d'ezo... Va Reolenn eo !

« Bevit e doujans Doue... ha n'ho pezo aon ebet rak an dud. »
(Henvédeligez Jezuz-Krist).

Imprimerie Commerciale de la « Dépêche de Brest »

25, rue Jean Macé, Brest


Le Gérant : G. LEQUÉAU.

(Cum permisso superiorum)

17th BLOAVEZ GOUERE-EOST 1943

N^o 7 - 8

ARVUHEZ



KRISTEN

N^o P. C. 411

KELAOUENN VIZIEK

ADKOUMANANTCHOU

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :
25 lur

Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, keleñnadurez an Drede-Urz.

KOUMANANTCHOU

1^o Evit koumananti a-nevez, roït *atao* hoc'h adress *evel ma oa war an niverenn diweza*, ha ma vez ret, gouen-nit da-c'houde chanj anez.

2^o Ma tigasit asamblez koumanantchou hag adkoumanantchou, dispartit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3^o Skrивit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »
Couvent des Capucins

C. C. 209-81 Nantes ROSCOFF (Finistère)

Taolen ar Miz

	PAJENN
Ar goueliou kristen eienennou a joa.....	291
Jezuz-Krist hag e relijion.....	292
Bezomp truez	295
Sorc'hennou Yañn Digredenn	296
Plac'h yaouank foll.....	298
Ar brezoneg en oberou yaouankiz.....	301
Brezel d'ar giziou divalo	303
An YKAM d'ar Werc'hez Vari.....	304
Santez Anna ha Nikolazig.....	306
I. V. ar Porzou, I. V. Kernitron.....	308
Paour-kaez Aotrou-Maer	310
Da betra eo mat ar relijion.....	313
Lodig ar pardon.....	314

— 291 —

AR GOUELIOU KRISTEN EIENNENNOU A JOA EVIDOMP

En amzeriou rust ma vevomp enno, eo rouez ar bannou levenez a deu da bara a-zic'h hor c'halonou.

Penaos gelout en em laouenaat, evit gwir, pa zellomp ouz stad ar bed paour, pa welomp ar brezel o kenderc'hel gwasoc'h eget biskoaz, oc'h hada tu ha tu anismantr hag ar maro...

Ne c'hellomp ket koulskonde tremen hep eun tamm levezenn bennak war an douar !

Ezomm hon eus da veza kennerzet e kreiz hon trubuilh-hou...

A drugarez Doue, gant an hañv deuet en-dro, setu digoret iveau poent ar suliou bras hag amzer ar pardoniou.

Ar suliou bras, ar pardoniou, ha n'int ket, evidomp-ni kristinen, an eienennou krenva ha c'houeka a joa, war hent ar vuhez-mañ ?

Petra' zo gouest d'hor frealzi gwelloc'h en hon ankeniou eget ar gwel eus madou dispar an nenv ? Hogen, o lakaat dirak daoulagad hor spered misteriou kaera ar feiz, gloar ha galloud hor sent patron, ar goueliou kristen a deu da startaat ennomp ar feiz, an esperans hag ar garantez, en eur ger, da rei d'eomp. evel eun tanva eus peoc'h ha dudi ar baradoz.

Met sklaer eo, evit ma vez ar goueliou kristen eienennou a joa evidomp, eo ret d'eomp, evel hon tud koz gwechall, ober anezo goueliou hon ene, deiziou a bedenn.

Ret eo d'eomp kemerez perz enno a galon hag a spered, en em unani gant an Iliz, a fell d'ez i e teufemp d'en em bouchas atao gwelloc'h gwella da c'houel peurbadus an hañv.

Ar V. K.

**Daoust da labouriou
pounner an Eost, n'an-
kounac'hai ket kofes ha komunia da c'houel
“ Maria-hanter-Eost ”.**

Katekiz an dud vras

JEZUZ-KRIST HAG E RELIJON

PEDERVET LODENN

PENAOS BEVA KRISTEN (kendalc'h) :

II. - RET EO STOURM

Jezuz n'en deus ket prometet e rouantelez d'an dud lezirek. « Rouantelez an nenv a c'houlenn beza kemeret dre nerz gant labourerien. » — « N'oun ket deuet, eme Jezuz, da zigas ar peoc'h, met ar brezel », n'eo ket ar brezel etre an dud nag etre ar poblou, met ar brezel etre ar mad hag an droug.

ENEBOURIEN AN DIABARZ.

Ennomp da genta ez eus kalz enebourien hag a stourn ouz mennadou Doue, hag a vir ouzomp da labourat a-unan gantan.

Bez' hon eus techou ha n'emaint ket hervez an urz : ourguilh, avaristed, avi, luksur, gourmandiz, buhanegez ha diegi. — Techet omp dre natur da vont wardu ar pez a blij d'hor c'horf, awechou zoken en eun doare spontus. Eun dizurz eo kement-se. An techou-se a sav diwar hor boazamanchou, diwar hor gouenn, diwar ar gelennadurez hon eus bet. Egiz m'emaomp, emaomp; met diwallomp diouz an dizurz lakaet en hon natur gant pec'hed hon tad kenta.

Araok ar pec'hed-se e oa urz e natur an den : ar c'horf a blege d'ar spered; ar spered d'e dro a blege da Zoue. Met Adam dre zisentidigez en deus daoubennet an traou. Ret eo bremen adkavout ar c'hras ha poania da adlakat pep tra en e zres.

ENEBOURIEN AN DIAVAEZ.

N'emaomp ket hon-unan er bed. Bez' hon eus da zarempredi gant tud all, lod mat, lod fall. Hon nesa a c'hell beza eun enebour. Da ziwall hon eus outan : ouz e skoueriou, ouz e gomzou, ouz e c'hoaperez, ouz e vousc'hoarz. Awechou e klasko hon dougenn war euen d'an droug : « Malloz d'ar bed abalamour d'ewall skoueriou ! Malloz d'an neb a ro skouer fall ! Gwelloc'h e veze bet d'ezan beza stilapet er mor gant eur maen-milin stag ouz e c'houzoug. »

AN DIAOUL.

Ret eo d'emp c'hoaz diwall diouz an diaoul. Jezuz en deus desket d'emp ez eus diaoulou, aelez fall, drouk-sperejou, en em

savet enep Doue, kastizet gantan ha chomet kounnaret en e eneb hag eneb e oberou.

Bez' ez eo an enebour avius a zeu da hada draog etouez hor gwiniz; ar spered tenval ha ne anzav ket beza bet trech'het pa gasomp anezan diwar hon tro hag a zistro gant sez diaoul all da lakat ar sesiz endro d'hon ene. Bepred eman, o trei hag o tistrei endro d'emp, o kinnig d'emp ar pec'hed, o saotri hor spered hag hor c'halon, o klaske tenna diganeomp sklerijenn ar feiz.

TREC'HIA C'HELLOMP, TREC'HIA A DLEOMP HON ENEBOU-RIEN.

Krenvoc'h omp egeto. N'emaomp ket hon unan o labourat; Hor Salver Jezus-Krist, sturier hor buhez, n'hon dilezo biken : « Doue a zo feal, a lavar Sant Paol, ne lezo ket ac'hanoomp da veza touellet dreist hon nerz. » Stagomp eta gant labour ar vuhez kristen, heb aon, met ives hep konta re war hon nerz hon-unan. Doue ne ray ket e-unan hor silvidigez; ret eo d'emp en em zikour.

RAK-SE TAOLOMP EVEZ.

« Beilhit », a lavar d'emp Hor Salver. Bezomp eta war evez; gwelomp hep damanti e pelec'h ema hon tu gwan, pere eo hor gwasa techou. Ne dalv ket d'emp serri dirazo hon daoulagad. Gwelomp ives penaos dont a-benn outo. N'en em lakaomp ket war var da goueza er pec'hed. Gouzout a reomp e pelec'h ez eus riskl evidomp. Diwallomp.

GREOMP PINIJENN.

Hor c'horf dalc'het war eul labour startoc'h-starta — hep beza re start kouskoude — a zeu da grenvaat ha da wenvaat. Hon ene ives. Hor bolontez a hell startaat, trec'hia ardou an drouk-spered, herzel ouz an techou fall, gant ma vo laket da labourat, d'ober traou hag a goust d'emp evel sakrifisou, pinijennou, yuniou, da voustra war hor gwall youlou, da gabestra hon natur.

Digemer a galon vat hon deveriou a stad a zo unan eus ar gwellia doaréou da reiza hor bolontez.

BEZOMP VERTUZUS.

Kemeromp boazamanchou mat evit beza vertuzus evel dre natur. Bale, skriva, lenn a reomp bremen hep poan ebet dre m'hon eus en em voazet ouz an oberou-se. Bez' e hellomp, gant hir amzer, dont da veza leun a basianted, a zouster, a lealded, a c'hlandet. Seul vui ma reomp aktou a vertuz, seul aesoc'h ez

int d'ober. Eur pleg tapet mat a chom. Poaniomp eta da veza vertuzus evelse, nebeut ha nebeut, hep morse fallgaloni.

BEZOMP EBESTEL.

Labouromp da c'hounit eneou all da Zoue hervez ar bedenn a reomp hep mintin : « Ho rouantelez deuet d'eomp ». Aesoc'h e vez d'eomp en em santelaat hon-unan pa glaskimp a zevri gounit hor breudeur. Pa sonjimp nebeutoc'h ennomp hon-unan, en hon trubuilhou, evit truezi muioc'h ouz ankeniou hon nesa, ni a gavo an tu da santelaat hon ene.

PEDOMP.

« Hepdoun-me ne reoc'h netra vat », eme Hor Salver. « Ober a hellan pep tra, krenvaet gant Jezuz », a lavar Sant Paol. Fazia a rafeimp o kredi, dont a-benn eus hor silvidigez dre hon nerz hon-unan. Bepred eo hon eus ezomm eus sklerder ha sikour an nenv; bpred eta eo e tleomp en em erbedi ouz Doue. Evel ma lamm ar bugel etrezek e vamm, p'en deus aoun, evelse e tleomp lammat wardu Doue evit goulenn nerz, madelez, sklerder, hag an dra-sc kant gwech bemdez, mar d'eo ret. Morse ne skuizimp hon Tad a zo en nenv. Pedomp a galon ha n'eo ket a c'hinou hepken, evit lavarout da Zoue ar pez a sonjomp, ar pez a santom, ar pez a fell d'eomp. N'emaomp ket hon-unan o pedi. Bez' ema ar sent, ar sentezed, ar Werchez Glorius Vari, dreist-holl, o pedi a-unan ganeomp.

Petra ray buhez d'an holl draou-se ? Ar garantez.


KAROMP AR VUHEZ DIVIN.

Ne daivezfe ket ar boan d'hor Salver Jezuz-Krist beza deuet war an douar, beza diwasket poan, beza maro war ar groaz, mar ne zigorfemp ket hon ene, frank ha ledan d'veuvez. Ya ! kre-domp e Doue, e karantez Hor Salver, e talvoudegez e zonezon, e nerz an had peurbadus taolet en non ene gant ar vadiziant. « Klaskit da genta rouantelez Doue hag e lealded, a lavar Jezuz, hag e kavoc'h an traou all war ar marc'had. »

KAROMP AR STAD A CTHRAS.

Petra ne ra ket an dud evit mirout pe evit adkavout yec'hed ar c'hort ?... Eur yec'hed ha ne bad ket, kaer' zo ober... Ni, kris-tien, greomp gwelloc'h evit yec'hed hon ene, evit ar vuhez a bado da viken e gloar ar Baradoz. Rak-se kasaomp ar pec'hed. Kompreñomp ar resped a dileomp da gavout evit hor c'hort, templ ar Spered-Santel, santelaet gant ar gomunion. Greomp pep tra evit brasa gloar an Aotrou Doue.

BEZOMP TRUEZ !...



IRIO ez eus eur bern tud gwasket gant ar boan... Eman eta an eur da ziskouez ez omp kristenien virion, ha da gaout truez...

TRUEZ OUZ AR RE GOZ hep ti..., hep tan..., den ebet da ober war o zro ha da ziskouez d'ezo eun tamnig teneridigez...

TRUEZ OUZ AN TIEGEZIOU... hep labour, hep bara, prest da fallgaloni... hag ive da gaout avi ha kasoni ouz ar re-all...

TRUEZ OUZ AN DUD PAOUR kollet ganto pep tra... betek o zammig dilhad, betek ar gweneg diweza, ha n'ouzont mui e pe du trei...

TRUEZ OUZ AR RE YAOUANK dilabour, ...kollet ganto pep fizians da sevel eun deiz eur famili... hag en d'arjer marteez da goll o ene e-kreiz fallagriez ar bed.

TRUEZ OUZ AR VUGALE GEIZ dilezet gant o zud, naon d'ezo ken abred, ha savet hep feiz na reiz...

TRUEZ OUZ AR VUGALIGOU ha n'o deus, evit karell, nemet sier pe druilhou taolet war an douar yen...

TRUEZ OUZ AR BRIZONIDI ken pell' zo en harlu... hag ouz o zud ken pell' zo'ouz o gortoz...

TRUEZ OUZ TUD PINVIDIK a zo ha n'ouzont ket rei aluzen... D'ar re-se, roomp, ni, eun aluzen... aluzen eur bedenn evit ma krogo en o c'halon tan ar garantez.

TRUEZ OUZOMP HON UNAN... Da zeiz ar varn ziueza, e lavarlo ar Christ ar c'homzou-man : « Me am eus bet naon ha n'hoc'h eus ket roet d'in da zebri; noaz oun bet, ha n'hoc'h eus ket roet d'in dilhad da wiska. » Arabat e veje ar c'homzou-se evidomp !

TRUEZ ETA OUZ KEMENT POAN A ZO ! Muioc'h eget biskoaz, sonjomp erva e lezenn vrás ar garantez, ha bezomp diskibien d'Hor Salver Jezuz-Krist !

Digarez dastum teil : lorc'h, brud vat pe leve,
An dud, kalz anezo, a gas da goll o ene.

Sorc'hennou Yann Digredenn

AN ILIZ A ZO ENEP AN DESKADUREZ !



ETU aze adarre eur mell gaou dislonket gant Yann. Evit an deskadurez eo bet an Iliz a-viskoaz er penn kenta. An Istor a ziskouez ne oa ket a skoliou, *hini ebet*, evit bugale ar bobl munut, a-raok donedigez Hor Salver.

Met, eun den « desket » evel Yann, ne oar ket an Istor.

Ar wirionez a zo kasaüs d'an nep a zo kabilus. He ch'levout a ray, koulskoude.

An Iliz eo, ar Babed eo a zo bet da genta o sevel skoliou bihan hag o skigna an deskadurez e-touez an dud paour, n'eo ket hepken e Rom, met c'hoaz en Itali, e Bro-C'hall, er Spagn. Ken gwir eo an dra-se ma 'z ae droug e pennou bras ar broiou o welout e raed eun dra bennak evit an dud dister.

Setu aman petra lavare Julian an Nac'her, eun den kriz ha skanv-benn: « Ma n'eo ket eur vez gwelout ar gristenien o sevel skoliou evit bugale ar sklavourien ! »

N'eo ket dec'h eta nag araoak dec'h eo bet staget an Iliz da rei deskadurez d'ar bobl. Ar re a lavar n'oa ket a skoliou evit netra araoak an Dispac'h hag ar Republik, a zo glabouserien ha gaouiajed.

En amzer goz, e Breiz-Izel, e oa muioc'h a skoliou bihan eget na sonjer. Ar skoliou-se a oa kaset en dro ha renet gant beien; n'oa nemeto oc'h ober skol d'an dud diwar ar maez d'ar mare-se.

An Eskibien ne ehanent da rei urziou striz evit ma vije savet e pep parrez eur skol ha lakaet e penn ar skol-se mistri dibabet gant ar bersoned. Petra veze desket er skoliou-se? Nebeutoc'h a draou distrantel eget breman. Desket e veze da genta ar c'hatelkiz — ha goudeze e veze desket lenn, skriva, konta.

A nebeudou, ar venec'h hag al leanezed eo a gemeras ar garg anezo.

Er 17^e kantved e oa eur skol e pep parrez.

Pa zirollas an Dispac'h ruz e oa e Frans 24 skol uhel; 572 skolaj, enno 72.000 skoliad. War an niver-se e oa ouspenn an hanter hag a rae o studi evit netra. Bez e oa lve skoliou-parrez. Pet a gav d'eo'h? Ouspenn 130.000. Enebourien an Iliz o-unan a anzav eo resls ar chifrou-se. Deski ar vugale eo bet a-holl viskoaz preder an Iliz. Meur a gant vloaz a zo abaoue ma 'z eus savet urziou breudeur ha c'hoarezet evit kelenn ar vugale.

Piou n'anavez ket Fréred Sant Yann Vadezour a Zal, fréred Lamennais, fréred sant Gabriel a ro deskadurez da eun hanter million a baotred en hor bro? Evit ar merc'hed ez eus c'hoaz muioc'h a leanezed. Leanezed ar Spered-Santel, ar « seurezed gwenn », 4.000 anezo, holl ginidik a Vreiz, war bouez nebeut. Kaout a reer c'hoaz: leanezed ar Were'hez dinamm eus Sant Mean — leanezed Kermaria — leanezed ar Furnez — leanezed Providans Krehen, leanezed sant Jozef Kluni — leanezed Broons — holl e roont deskadurez, ha deskadurez eus an dibab da eur million a verched e Breiz; ha kement-se hep kaout, betek a-nevez 'zo, skoazell ebet digant ar Gouarnamant. Skoazell? brezel ne lavaran ket.

Tri urgent vloaz 'zo emeur oc'h ober d'an dud santez-eur brezel digar. Serret ez eus bet 20.000 skol gristen e Frans. Brao eo dont goudeze da gana emañi an Iliz enep an deskadurez.

Daoust da-se, kaer a zo bet, ar skoliou kristen a zo adarre ken beo, ken niverus ha biskoaz. Bremañ, evel gwechall, an Iliz a gendalc'h da skigna an deskadurez e-touez an dud hag ar vugale skoliet ganti a zo allies barrekoc'h eget ar re all.

Enor ha meuleudi d'an Iliz da vez bet kenta, ha da vezat atao gwella mestrez-skol an dud paour hag izel.

MELEGAN.



N'eo ket ar glabouserien nag ar begou bras eo a sikour adsevel -ar vro, met -an dud a labour bemdez da zegas eur wellaenn bennak en o buhez, dre garantez evit Doue hag an nesa.

PLAC'H YAOUANK FOLL

*Ar rimadell-man a c'hell beza displeget
er frikoiou pe er peziou-c'hoari...*

Ano ar plac'hig skanv-benn? Janig Flao.
N'eus ket da laret nann: eun ano brao!
N'eo ket eur gwall-blac'hig... pell ac'hano!
He dremm a zo ken koant hag he ano.
Diwar he fenn pep hini 'lar e c'her:
« Eun eostik » eme lod, « eun alc'houeder
Eme lod all; « eun tamniig marmouzez »,
« Eur verc'hodenn », « eur goant a ziaoulez »,
« Eun élig eus an nenv », « eur c'hoz strakell »,
Bep seurt 'vez laret eus an dimezell.

Met an dud fur, an dud a skiant vad
Ne garont ket sellou he daoulagad...
N'eo ket drouk koulskoude ar plac'h vihan!
Bez 'z eo 'vel eur blijadur hag a gan,
'Vel eun nevez-amzer o vousc'hoarzin,
'Vel eur boked o vleunia d'ar mintin...

Ar pez a garit, ar pez hoc'h eus c'hoant,
Setu aze Janig ar plac'hig koant.
Sellit ouz he daoulagad oc'h hunvreal,
Sellit outi p'ema-hi o tansal!
Nag a chouez vat a daol pa dremen
En eur fringal evel eul luc'hedenn!
Na ped kalon tapet en he roued,
Nag a laboused donv en he c'haoud!
Sellit outi dirak he melezour
O lakad bleud ha liou war he dremm flour...
Ha gwelit anezi skuliz, pa deu an noz,
O kouenza 'vel ma kouez ar boked roz...

Ha c'hoant hoc'h eus c'houi gouzout he c'hredenn?
Gouzout ar pez a lar en he fedenn?
— « Me 'gred, eme Janig, en dilhad brao,
En amourousted hag er jabadao;
Me gred er bleud riz hag er podig yod,
Er vazig ruz da liva va diouchod
Hag el liou du d'ober va malvennou
Hag e moged ar sigaretennou...
Me 'gred ez eo ret mont da heul ar c'hiz,
Chanch tu d'en em wiska, diou wech ar miz,

Me 'gred er vroz verr hag er c'houzoug noaz.
Hag e vertuz an dud o deus kant vloaz.
Me 'gred er pôtr a oar c'hoari koukou
Ha mouchig-dall, ha furcha godellou...
Er madigou, likuriou ha kafe,
Dreist-holl, me gred ennout, o liberté!
Ar religionou 'zo eun dra vat
'Vit va matez, 'vit an dud paour a stad,
Evit ar merc'hed koz, tort, luch pe gamñin,
N'int ket evidon-me plac'h yaouank flamm.
Kredi 'ran ez int sot ar merc'hed koant
Ne glaskont ket plijadur leiz o c'heant
Amzer 'm o da furat pa vezin koz!
Achan di ez eus pell, ha da c'hortoz,
Gant ar bleo gwenn, an oad da veza fur,
Me a redo noz-deiz d'ar blijadur.
Kredi 'ran en eured a c'hiz neve
Grêt d'ar pardaez ha foeltret d'ar beure,
Hervez ar c'hoant, hervez ar faltazi...
Perak karantez evit dimezi,
Pa c'heilan heuilh lezenn ar blijadur
Hep kemer poan na genel krouadur? »

Kredenn Janig a zo aes da gompreñ:
N'eus ezomm ebet da glask beleien,
Nag eskipien, na pab d'he displega...
Met petra 'deuio Janig da veza
Gant an amzer da heul eur seurt kredo?
Selaouit ac'hanon ha c'houi 'ouezo:
Henvel eo breman ouz eur wespedenn
O c'hournijal a fleurenn da fleurenn,
Paotred, merc'hed, diwallit ouz he flemm:
He lagad 'zo skler hag he zeod 'zo lemm...
Ar wespedenn a dro e keilhenenn
Evit louza kement a gav kempenn...

Pebez buhez! en eur sellet outi
Ez oc'h prest da grenvi gant an avi!
Nag a verc'hed ne gaver ket atao
Hag a zo henvel poch ouz Janig Flao!
Setu perak, me lar: krena 'c'heiller
Evit priejou yaouank hon amzer,
Rak, eun dra zo: pa gemer eur follez,
Gant he fenn brell, stad ar briñelez,
Ne welan ket e teufe d'ez i skiant,
En eun devez, da heul ar sakramant.

Ar ger « ya! » laret ebarz an ti-kêr,
Asiaret en iliz dirak an aoter,
N'eus ket galloud da janch eur c'hrilh skany-benn
En eur verienenn... nag eur wespedenn
En eur wenanenn, na kolo e plom...
« Foll arok eured, Foll warlerc'h e chom. »

**

Sonjît e kement-se, va mignonned,
Paotred yaouank, pa choazoc'h eur pried.
Ar pez eo bet setu ar pez a vo,
Mar d'eo bet foll, ken foll all e chorno,
Ha c'houi, merc'hed, poagnit da veza fur
Arôk kemer, en tiegez, ar stur.

F. G.

Ha galleg-saout adarre...

Chopig a zo bet o tiwall ar saout...

- Mamm, tou' les vaches sont parties en breskign.
- Quoi tu as fait alors ?
- Monter sur le talus je suis été obligé de faire.
- Monter sur le talus, ma Doue ?
- Voui, mamm, et si j'aurais pas été monté dessus, je serais été tourté et ruilhet avec elles.

GWIRBATER.



Er miz a zeu...

C'houi a lenno... « Mari Bragou »
eur rimadell fentus eus re fentusa...

AR BREZONEG EN

“ OBEROU YAOUANKIZ ”

« Ar veleien a zo er parreziou evit skigna ar relijion, ha lakaat karout an Aotrou Doue; nann avat evit deski brezoneg d'an dud. Eur yez n'eo evito nemet eur benveg... »

Setu ar pez a skriv d'in eur mignon.

Kompreñ a ran.

Gouzout a ran ez eus parreziou hag a zo diyrezoneget. Gant tud ha n'ouzont ket a vrezoneg, dever ar beleg eo mont e galleg.

Sklaer eo !

Gouzout a ran zoken ez eus diaezamanchou evit ober gant brezoneg en « oberou yaouankiz », ha muioch'-mui marteeze.

Gouzout a ran iveau e c'hellef kalz an « oberou yaouankiz » evit ar brezoneg, gant eun tammig bolontez vat.

Gwelomp petra da sonjal eus an diaezamanchou.

Niverus int, perak hen naç'h ?

**

a) Ma 'z eo aes kaout soniou brezonek, ar peziou-c'hoari a zo rouesoc'h, ha ne ouezer ket atao ouz piou en em firei evit kaout anezo.

Gwir eo.

Ezomm a vefe da ober eur c'hlask piz war an holl bezioù a zo bet savet e brezoneg; da voula ar re a zo bet chomet diembann; d'o lakaat holl etre daouarn eul leorier bennak a vefe karget d'o gwerza. Ezomm a vefe da sevel peziou nevez ha diouz doare an amzer vremañ.

Krog da « Genvreuriez ar brezoneg » !

Roomp eun tamm amzer d'ez... .

Da c'hortoz ez eus eur bernig mat a bezioù brezonek, brao hag aes da c'hoari, a gaver e « Feiz ha Breiz », e « moulerez ru ar C'hastel », pe gant an Aotrou Chaloni Fave hag all... hag a chom da loueda !

Ne gemerer ket ar boan d'o c'hlask,
Ken troet ma 'z or gant ar gallegaj !

**

b) Beza ez eus er patronajou, bugale, tud yaouank, n'o deus morse lennet brezoneg.

Re all ne bliij ket d'ez en em ziskouez e peziou brezonek !

Gwir eo adarre.

Kavet em eus anezo war va hent.

Peurliesa ne vezont ket diaes da ziarbenn, pa vez c'hoant ihen ober.

Pegeit a zo ret evit deski lenn brezoneg, p'en em lakaer, da dud hag à oar lenn galleg hag a gomz brezoneg ? Hag o deus bet tro da zeski marteze ar c'hatekiz brezonek..

Gant ardou ha gant mez eo e vezont peurvuia. Eur gentel a rafe mil vad da gas an ardou diouto.

**

c) Ar plac'hed yaouank a zo sot-magn gant ar galleg. Ne gayont mui ar brezoneg diouz o doare, ha ne vezont morse ken « enoret » eget pa gomzer d'ezo e galleg.

Gwir eo iveauz.

Daoust hag eur rezon eo da blega da bennou goullo ne welont ket betek beg o fri ?

Hag abaoue peur eo eur vad maga ourgouilh ha diskianterez ar pennou foll ?

Ar plac'hed ne vijent ket hirio ken troet da zisprijout o brezoneg, ma rafe an holl gelennierien o dever.

Nag a bet a dlefe bleina, hag a zo bleinet !

**

d) Aesoc'h eo ober ar bodadegou è galleg. Dilabouroc'h eo. Trei e brezoneg ar berniou paper a zeu eus Paris, skrivet gant Parizianed evit Gallaoued, a zo kudenn awale'h.

Gwir eo c'hoaz.

Ha rener bras an Y.K.A.M. en deus her c'homprenet. Er bloaz-mañ yaouankiz kristen ar maeziou a c'hell ober o studiadegou diwar eul levrig brezonek savet a-ratoz evito.

Ober gant ar galleg pa ranker !

Ober gant ar brezoneg pa c'heller !

Da vihana, diwall atao da deurel dismegans war ar brezoneg. Lakaat ar re yaouank da garet ar brezoneg,
da zerc'hel d'ar brezoneg,

zoken — dreist-holl ! — pa raer gant ar galleg.

Lakaat al louzaouenn e kichen ar c'hlenved ! —

An dra-se da vihana n'emañ dreist galloud den ebet.

Ha studia muioc'h ar brezoneg, evit gellout aesoc'h hen implija.

Daoust hag ez oun direzon o c'houlenn kement-se digant BRETONED ? !

BREZEL D'AR GIZIOU DIVALO !

E miz C'houevarer diweza, ar C'hardinal SCHUSTER, Arc'hës-
vb Milan, en deus skrivet da dud fidèle e eskopti enep ar giziou,
▼ « modou » divalo... Difenn krenn a ra mont d'an iliz our
gr merc'hed n'eo ket goloet o divrec'h penn-da-benn, na zougont
loerou ebet, na ziskenn ket o diliad izeloc'h eget ar pennou-glin,
pe eo dizolo o gouzoug en eur doare divodest.

Ar vugale — paotred ha merc'hed — ne dleont ket kennebeut
mont en ilizou, o divrec'h noas pe gant diliad ha ne ziskennont
ket da vihana betek ar pennou-glin.

Evit mont da gofes ha da gomunia, ar merc'hed a zo difere
outo beza diskabell ha kaout o dremm pe o muzellou avet.

Ar bersoned, ar re-holl a zo e penn an ilizou, relijiuzed hag
all, a zo karget, e koustians, da veilha evit ma vezou heuliet mat
ar gourc'hemennou-man.

Kement e talch ar C'hardinal Schuster da gement-se m'en
deus aotreet sevel, e pep parrez, strelladou tud a volontez vat
hag a spered kristen gwirion, a dle, da sul dreist-holl, en em
lakaat e-tal doriou an ilizou ha, gant madelez, met didruez.
e tiarbennint kement hini na vezou ket gwisket dereat.

Ha n'eo ket mantrus e vije ret ober kemend-all da gristenien,
en amzer-vreman ? E pelec'h eman eta o spered kristen ? E pelec'h eman
furnez ar yaouankizou ? E pelec'h eman dreist-holl
skiant vat ar mammou ?

Itron Varia Fatima en em glemme ouz ar gwiskamanchou
divodest hag a zisklerie e vije, abalamour d'ezo, kouezet darvou-
dou rust war ar bed... Stouaz ! ... kouezet int.

Peur e teulio an dud da zigeri o daoulagad ha da ziskouez
muioc'h a zoujans evit lezenn Doue, evit e ilizou, evit e sakra-
manchou, evit o nesa, Hag... evito o-unan ?

“ Spontet e vezou kalz merc'hed pa
glevint, da zeiz ar varn, an Aotrou
Doue o tamall d'ezo ar pec'hejou o de-
vezo bet lakaet ar re all da ober dre o
gwiskamanchou divodest. ”

(Hon Tad Santel ar Pab.)



Konsakret

eo

breman

≡

a



d'ar

Werc'hez

Vari

≡

O Gloriosa Virginum

(*A c'hell beza kane war an ton latin*)

Itron ha gwerc'hez enniget,
Kanmeulet dreist an holl stered,
Da grouadur hoc'h eis maget,
An hini en deus ho irouet.

Gant ho frouez hoch'eus daskoret
Ar pez he doa kollet Eva,
Ma c'hell antren en senv breman
Ar re o deus keuz d'o fec'hed.

C'houi eo an nor sklerijennet
E teu drezi Doue er bed,
Kanmeulomp holl gant levenez
Feunteun c'hl'an dour ar vuhez.

Jezuz, Mab Doue benniget,
Deuet da veza Mab ar Werc'hez,
D'eo'h, ha d'an Tad ha d'ar Spered
Enor en holl beurbadelez.

M. GLANNDOUR.

O Gwerc'hez Vari,

grit ma

vezo

hor yaouankiz

disponent

glan

seder

ha

salver.

≡

~~~ **Biken treitor, kentoc'h mervel !!!** ~~~

# Santez Anna ha Nikolazig



Pennad IX.

ALLAZ ! ALLAZ ! NEC'HAMANT ADARRE DA  
NIKOLAZIG.

Aman e we lot penaos  
eo deuet Santez-Anna-  
Wened, pe Keranna, da  
veza eul lec'h ken brudet.

(Diwar levr an Aotroned)  
BULEON HA GARREC

Endra ma teue tud Keranna da welout skeudenn surzodus Santez Anna, Nikolazig hag e vignon a gerze adarre war hent ar presbital, o sonjal e rankfe an Aotrou Person, an dro-mañ da vihana, kredi e gomzou.

Nikolazig a ziskouezas d'an Aotrou Person ar peziou arc'hant kavet war e daol, ha goude e tisklerias d'ezan penn-da-benn, penaos en doa dizoloet en e bark, dirak testou, skeudenn goz Santez Anna.

« Chouec'h edomp, eme Nikolazig, ha Lezulit a welit amañ a oa iveau ganeomp.

— Ar pez a lavar Nikolazig, eme Lezulit, a zo gwirbater penn-da-benn. »

An Aotrou Person a seiaouas an eil hag egile. Met chom a reas ken diskredik ha biskoaz; mont a reas, zoken, betek lavarout da Nikolazig n'oa nemet eur pilpouz (hypocrite) hag eur gaouiad.

— « An arc'hant-se, emezan, a zo eun dro-gamm, ijinet ganeoc'h, hag an tamm koad brein hoc'h eus kavet en ho park ne ziskouez netra... Ha petra ' fell d'eo'h a rafen gantan ?... An diaoul eo a zo o c'hoari ganeoc'h. »

Hag an Aotrou kure, a-di gant an Aotrou Person, a lavaras d'e dro : « Ret eo beza darzot evit kredi sorc'hennou evelse ! »

N'eus netra d'ober amañ, a soñjas Nikolazig, hag ez eas kuit, goude lavarout eur « c'henavo » doujus, hag hep lezel eur glemmadenn.

An daou gouer a yeas neuze, betek maner an Aotrou a Gerlogwenn. Hemañ, fromet o klevout ar c'helou nevez hag o c'houzout an digemer fall bet adarre er presbital, a bedas Nikolazig

da zistrei da di an Tadou kapusin, chomet etre-daou en der-chent.

Ar re-mañ a selaouas Nikolazig, met war o meno n'oa c'hoaz abeg ebet da sevel eur chapel.

En eur zistrei d'ar gêr, e fellas da Nikolazig ha d'e vignon tremen dre bark ar Bosenno evit gweleout eur wech muioc'h ar skeudenn goz.

Bez ez oa eno, d'ar mare-se, eun niver bras a dud, en o mesk, daou dad kapusin ha daou veleg : an Aotrou Richard eus ar gêriadenn, hag an Aotrou Mazur, beleg-aluzener martoloded ar Roue.


Ar pez a sache evez an holl eo ar skeudenn; ha bremañ p'oa gwalc'het mat ez oa aes gweleout, zoken, plegou he mantell, hag ar pez a oa souezusoc'h, al liou gwenn ha glaz-mor bet roet d'ez, daoust d'an hir-amzer tremen ganti dindan an douar.

Musulia ' rae, wardro tri droatad uhelder (1 m.) hag an danvez anezzi a oa eur c'hoad kalet kenañ. An daou labourer-douar he lakaas en he-sav war eur c'hliez; hag ez ejont kuit.

An dervez-se, an eiz a viz Meurz, a oa bet evit Nikolazig, skuius kenañ, ha koulskoude, en despet d'ar burzud c'hoarvezet en noz diweza, n'oa ket avansetoc'h eget a-raok. Ha bremañ, p'edo an Tadou Kapusin a-enep savdigez ar chapel, Nikolazig a gredet ne deuje biken a-benn da lakaat an Aotrou Person a-du gantan.

V. S.

*Lennit mat an  
dra-man gant ho  
lunedou da sul...*



— Hon Tad Santel ar Pab en deus skrivet eul lizer d'ar bed Kristen a-bez. Komz a ra, e lizer-se, diwarbenn « Jezuz-Krist hag an Iliz ». Kaout a reoc'h aman diwezatoc'h eun diverra anezan.

— Elec'h ober tan gant « Ar Vuhez Kristen », goude beza lennet anezzi, lakit ' ta anezzi e pakadou ho prizonerien.

— Daou seurt koumanantou a zo evit « Ar Vuhez Kristen », koumanant ordinal (20 lur); koumanant a enor gant perz e 365 oferenn (25 lur).



## ITRON VARIA AR PORZOU

Savet e voe ar chapel-man e-kerz hanterenn genta ar XV<sup>e</sup> kantved. An dug Yann V a ziggollas kement hini a zikourfus ober al labour: diskarg a roas d'eo zus an taillhou war ar gwin.

Er bloavez 1892 e voe adsavet ar chapel; miret eo bet avat porched-kostez ar chapel goz, merket warnan ar bloavez 1438.

Skeudenn ar Werc'hez, kizellet en dero, er XV<sup>e</sup> kantved, a zo, breman c'hoaz, eun devosion vras eviti. Ar Werc'hez, eun aer

gwisket gant eur sae hir hag eur vantell gaer war c'horre. Hemab a zo ganti war he brec'h kleiz ha diskouez ha ra-hi d'ezan gant he dorm eul levr digor. Ar Mabig Jezuz a seblant senti ouz e vamm ha lenn gant e viz an anoiou rekemandet d'ezan ganti.

Pardon I. V. ar Porzou a vez lidet d'ar sul ziweza a viz Eost.

N'eo ket hepken gant ar pardon e vez darempredet ar chapel, met c'hoaz gant goueliou ar Werc'hez hag e-doug miz Mae.

Ar priejou nevez a zo ar c'his vat ganto iveau da vont da bedi d'ar chapel, gant o c'herentiaj hag o mignoned, da zeiz o eured.

Ar vugale vihan a vez kaset da  
welout an Itron Varia wardro o eil  
ne o zrede miz

Bugale ar Pask kenta a zeu di iveau  
d'en em questla d'ar Werch'ez.

Tud a vez gwelet c'hoaz, stank,  
hag o deus eur gouenn bennak da  
ober ouz ar Werc'hez, o vont da bar-  
dona d'ar Porzou teir lunvez diouz  
renk.

I. V. ar Porzou a zo bet kurunet  
d'ar zul, 26 a viz Eost 1894 gant an

Aotrou'n Eskob VALLEAU, eskob Kemper ha Leon. Er bloavez 1921, evit lida 25° bloavez an dervez-se e voe bet goueliou kaer adarre, renet gant an Aotrou'n Eskob DUPARC.

ITRON VARIA KERNITRON

Chapel Kernitron a zo daou pe dri c'hoant metr diouz iliz-parrez Lanmeur e bro-Dreger.

E Kernitron e oa gwechall goz eur priol-di (prieuré) leaned eus urz sant Dominig; ar chapel a welomp hirio a oa chapel ar priol-di, savet eo bet d'an XII<sup>e</sup> kantved. Abati sant Jakud, eus eskopti Dol, diou leo diouz Sant-Malo, eo en doa da welout war brioldi Kernitron.

Lod eus ar chapel a zo eus an XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> kantved; korf an iliz pe an neo, dor-dal tu ar c'heistez, lodenn a-drevy ar c'heur, d'ez i furn eun hanter-gelc'h, hag an tour karrezek savet war greiz an iliz. Ar peur-rest a zo eus ar XV<sup>e</sup> kantved. An talbenn pe fasadenn diouz tu ar c'hu-z-heol a zo merket warnan ar bloavez 1444.

Eun aoter gant eur starn mentet bras a zervlich da dron da skeudenn venniget an Itron Varia: kurunet eo bet ar skeudenn gant an Ao. 'n Eskob DUPARC d'ar 15 a viz Eost 1909.

An Aotrou Le Guennec a lavar ez eus e bro Dreger devosion  
vras evit chapel Kernitron. Evel mamm-liz ar vro eo evit an  
holl hag abalamour da ze e tie ar parrezou tro-war-dro dou-  
jans d'ez. Pa dremen o frosessionou dre andreadou a zo e-lec'h  
ma vez gwelet a-bell tour Kernitron, e chomer a-zav, ha, troet  
war-zu ar chapel goz, ar gristenien a gan an AVE MARI STELLA  
penn da benn. Echu ar werz sakr ar brosesion a lavar ya-  
endro.

Al lech'iou ma chomer a-zav  
evelse a vez graet anezo « SALUD  
ar WERC'HEZ » hag a zo merket  
gant kroaziou koz sanket e kleu-  
ziou ar parkeier; hag a vez anvet  
ar c'hroaziou-se: KROAZ-AR-ZA-  
LUD.

Ar pardon bras a vez lidet d'ar  
15 a viz Eost, gouel ar Werc'hez sa-  
vet d'an Nenv. Digeri a ra ar par-  
don en dervez a-raok hag e vez  
graet eun tantad kaer.

Ouspenn e teu c'hoaz pardone-  
rien niverus d'ar chapel da genver  
goueliou ar Werc'hez.




## PAOUR-KAEZ

---

## AOTROU-MAER

---



UN enor bras e oa beza maer gwechall.  
Gwechall... da lavaret eo breman ez  
eus tri pe bevar bloaz.

Ha ne oa ket eur garg gwall bounner !

Setu perak e veze kavet an dud  
stank war ar renk pa veze deuet ar  
mare da c'hounid ar plas kenta  
e-touez paotred an ti-kér.

Pep den, ha zoken pep denig, a sante en e groc'henn danvez  
eur maer.

\*\*

Hag ar merc'hed o-unan a c'houeze lorc'h e kalon o gwazed...  
Piou eo ar wreg n'he deus ket hunvreet, eun dervez bennak,  
e oa deuet da veza « GWREG AR MAER » ?

Evit beza maer ne oa ket ret beza desket war skiant ebet,  
nag ampart war vicher ebet.

Awechou zoken ne oa ket ret beza onest.

Awalc'h e oa gouzout tremen brao diouz pep unan, ha  
dreist-holl paea gwin ruz d'ar wazed. Ne oa ket ret zoken gouzout  
sina an ano. Anaout am eus graet eur maer ha ne oule  
ket lakaat e skrabadenn e traon eun tamm paper, na gant e  
zorn dehou na gant e zorn kleiz.

\*\*

Beza « Aotrou maer » ne oa netra aesoc'h !

Mont d'an ti-kér evit an eureujou, hag eno, gant eur c'houiz  
tri-liou endro d'ar c'hof, goulenn digant Yannig ha Katellig  
lavaran « ya » an eil d'egile... ha goude-se mont d'ar friko da  
zebri stripou...

Piou n'helfe ket ober kemend-all ?

Pa lavaran d'eoc'h, beza maer a oa eun dudi !

\*\*

Hirio avat eo chenchet penn d'ar vaz.

Beza maer a zo deuet da veza eur garg pounner. Kalz pounneroc'h  
eget an enor stag outi. Eur garg chastreus, hegasus ha  
tiegus... Selaouit kentoc'h...

Hirio n'heller ober netra hep an Aotrou-Maer.

— Eur botou-ier nevez ho  
peus ezomm ? — It da c'hou-  
lenn digant an Aotrou Maer.

— D'ar vilin no peus da  
vont ? — Goulennit paper di-  
gant an Aotrou Maer.

— Poent eo laza ar pe-  
moch' ? — Lavarit buan d'an  
Aotrou Maer.

— N'ho peus ket a c'hou-  
lou ? — It da c'houlenn ske-  
rijenn digant an Aotrou Maer.

— Toull eo ho pragou ? — An Aotrou Maer hepken a c'hell  
rei d'eoc'h eun tiked evit prena unan nevez.

— Tud a zo o klask lojeiz ? — It da gaout an Aotrou Maer.  
Na pebez torr-penn beza maer gant an amzeriou-man !

Ha setu perak ez eus bet gwelet kalz maered o rei o dilez.  
Lod anezo koulskoude o devoa poaniet awalc'h evit en em  
gaout en ti-kér.

Ha setu m'int tec'het kuit kalz buanoc'h eget n'int deuet  
ebarz.

Ha tec'het kuit war zigareziou... Heman war zigarez poan  
beur, egile war zigarez poan gof...

E gwirionez tec'het o deus holl gant aon rak ar bec'h...

Pounner e oa ar samm

Ha da lipat n'oa tamm.

Met ar re-se ar grenerien-se, kroget a-greiz-pep-kreiz enno  
klenved ai « sacha-skassou », a zo bet ret lakat re all en o fias.

Ha piou a zo bet kavet ?

Piou, nemet an dud a volontez vat hag o deus asantet, daoust  
d'an diaezamañchou, kemerout ar garg.

N'eo ket dre ourgouill na dre uhelez, met dre zever.

Evit an dud-se eo e lavaran « paour-kaez Aotrou-mér ».

Ya, paour-kaez Aotrou-mér !

E beg ar skeulion uhel

E c'houez krenv an avel.

N'eo ket gwa'l uhel beg ar skeul m'eman warni ar maer.  
Kaer 'zo c'houeza krenv a ra an avel eno.

Dreist-holl en amzer hirio.

Anaout a ran eur maer, eun den eus ar re wella (mat betek  
beza re vat a lavar an dud), kristen eus an dibab ha den gou-  
ziek e pep giz...

N'en devoa c'noant ebet dont da veza maer.

Dre vadalez ha dre zever en deus asantet kemerout ar garg,  
ha den all ebet er barrez ne c'hoantae ar plas.

Gwella ma c'hell a ra evit plijout d'an holl...



Ha koulskoude teodou an holl a sko warnan.

**Paour-kaez Aotrou mér !**

\*\*

— Dek litrad eol-douar (pétrole) a zo digouezet en ti-ker.  
Evit kontandi an holl e veve ret kaout 500 litrad!

Seza Lagaluch n'he deus bet banne ebet... Hag an ozac'h en  
deiz all, o tibri e goan ouz skleurenn eul lutig, ne gave ket ken  
hent e c'henou.

Piou a zo kaoz nemet an Aotrou mér !

**Paour-kaez Aotrou mér !**

\*\*

— Seza Penndotu a rank, bep sizun, rei tri lur amann d'an  
dastumer amann... ha rei anezo evit ar priz merket !... Hag e  
kav tud da ginnig d'ezi 60 lur al lur. Na pebez koll !

Piou a zo kaoz nemet an Aotrou mér !

**Paour-kaez Aotrou mér !**

\*\*

— D'an ti-ker eo bet ret mont, dilun vintin, da gerc'hat an  
tikedou... ha dilun vintin e ranked mont ha n'eo ket eun dervez  
all eo... Gaid Pendum he devoa just graet he sonj ober ar ribo-  
tadenn dilun vintin. N'he deus ket gellet hen ober... Ret eo bet  
d'ezi gortoz an abardaez. Arne a oa... ha skotet eo bet ar ribo-  
tadenn !...

Piou a zo kaoz nemet an Aotrou mér !

**Paour-kaez Aotrou mér !**

\*\*

— Soudarded a zo degouezet er vro... Eun ofiser a zo bet  
kaset da loja da di Lizio Lipébéo... hag eo roudennet an dereziou  
gant tachou e voutou.

Tri deriveziad labour spura he devezo Lizio.

Ha piou a zo kaoz nemet an Aotrou mér !

Asa 'ta, tudou keiz, c'houi holl hag a zo, ahed an deiz, ar sizun  
hag ar miz, o pismigat  
kement a ra an Aotrou  
mér, it 'ta da ginnig  
d'ezan kemerout e blas.

Hag e vezogwelet  
hag e eunoc'h e yelo an  
traou ganeoc'h ?

Ha c'houi, Aotrou  
mér, kendalc'hit gant  
hent an never hep fall-  
galoni tamm ebet...

Bezit dinoc'h...  
Abred pe ziwezat  
E vezogwelet ar mad.



PETROMIK.

— 313 —

## || DA BETRA EO MAT AR RELIGION ? ||

Da netra ! a lavar tud a zo, paotred fin war o meno.

Met ar baotred n'int fin nemet war o meno, ne vez ket atao  
ar wirionez ganto. Hag en taol-man n'emant ket adarre.

Lennit kentoc'h...

### I. — AR RELIJION A ZO SKLERIJENN

— Sklerijenn evit hor sikour da welout skaer :

Al loan a zebr, a ev, a gousk... hag a vev dibreder, rak echui  
a ray pep tra evitan gant ar maro.

An den iveau, evel al loan, a zebr, a ev, a gousk... hag a vev  
nec'het rak ne echuo netra evitan gant ar maro.

Da belec'h emaomp o vont ? Piou hel lavaro deomp ?

An divinereez ? Alo 'ta !

An dud gouziek ha desket bras ? Kennebeut !

Piou 'ta neuze ?

Ar bugelig desket gantan, en e gatekiz, petra deu an den da  
veza goude ar maro.

Ar Relijion a ra deomp gwelout skaer dirazomp.

— Sklerijenn evit hon hencha :

Henvel eo ar Relijion ouz eun tour-tan. Diskouez a ra deomp  
ar reier kuzet a c'heifemp en em goll warno.

Diskouez a ra iveau hent ar porziou goudor.

Evel an tour-tan, ar Relijion a lavar : aman eman an hent.

### II. — AR RELIJION A ZO NERZ

— Nerz evit ober an never :

Ober mat an never pemdeziek, evit eur gwele, n'eo nemet eur  
c'hoari. E gwirionez kalet eo kregi ennan bemdez.

— Nerz evit ober an never gant levezenez :

Pa vez feiz, pa vez relijion e laverer : Doue hor sikour !  
Deomp atao, an Aotrou Doue a zo ganeomp.

— Nerz evit ober an never gant levezenez :

Pep den a gav e lod poaniou war an douar... Pep den iveau a  
oar e teuio ar maro eun dervez... Penaos beva el levezenez ?

Ar Relijion hepken a skanvalo poaniou mab-den en eur lakaat  
anezan da c'hortoz laouen ar maro.

### III. — AR RELIJION A ZO URZ

— Lakaat a ra urz ENNOMP, o vouga mouez hon techou fall.

— Lakaat a ra urz EN HON TIEGEZIOU, oc'h ober d'an dud  
en em garet hag en em glevet.

— Lakaat a ra urz ENDRO DEOMP, o skigna urz ha karantez  
etre an dud hag ar pobloù.

Hag e laverat c'hoaz n'eo mat ar Relijion da netra ? !

DRADEM.

## LODIG AR PARDON

*Dispar eo bet pardon paotred yaouank an YKAM, er Foll-goad, d'al lun ar Pantekost diweza...*

*Araok kloch an Anjelus, e tregerne ar maeziou gant kanti-kou ar bardonerien o vont dre an hentchou, war o zroad ha war yun, da gomunia da di an Itron Varia... Eus Lannilis 130 paotr yaouank o zo deuet evelse en eur bedi hag en eur gana...*

*An iliz, d'on oferenn-bred a oa re vihan. Pebez dudi evit diskouarn ha kalon ar Werc'hez klevet an daou viliad paotred yaouank-se oc'h en em gonsakri d'ez, o uestle d'ez o buhez, o toui beza gwir ebrestel hor maeziou. E pep hini anezo, me gav din, ar Werc'hez a wele evel poitred he mab, eur salver nevez ch'hoant d'ezan rei an dorn d'ar « Salver » evit silvidigez ar bed.*

*Araok ar gousperou, en eur brezoneg yac'h, pevar ykamiad a gomzas, pep hini d'e dro d'o mignoned.*

*Auguste Laot a Blougerne, a gomzas eus kaerder micher ar c'houer :*

*« ...Ya, kaer eo hor micher, lorc'h a c'hell beza ennom da veza eus gouenn goz ar goueriated. Rak n'eo ket kouer an neb a gar. Gant eur volontez wirion e c'heller dont da veza mansoñer, kalvez pe gemener. Evit beza eur gwir goueriat e ranker beza galvet. N'hon eus ket eta da ruzia eus hor micher, na dirak den nag e nep lec'h... »*

*Poaniomp da veza tud gouiziek war hor micher. Re aliez, war ar poent-man, e chomomp tud a c'hiz koz, en em lez da vont da heul ar re all hep klask digas gwellaenn ebet en hor micher. Ar pez hon eus bet desket gant hor ch'herent n'eo ket awalc'h... Ret eo deomp studia ha deski c'hoaz...*

*An deskadurez, a lavar lod, a bellaio ar yaouankiz diouz al labour-douar. Ya, unan bennak marteze, feneanted hag a gav re izel an douar pe a zo bet henchet gant o zud war vicheriou all... Met ar re o deus bet studiet war o micher, darempredet ar skolioù labourerez-douar, ar-re se a gar o micher muioc'h dre ma anavezont anezi gwelloc'h...*

*Labouromp, studiomp, en em unanomp ha warc'hoaz e vez eo houekoc'h ha laouennoc'h beva war hor maeziou... »*

*Marcel Gouez, a Blabenneg, en deus komzet d'eomp eus ar glanded, ha komzet en deus krenn ha krak, hep klask pemp troad d'ar maout, ha lavaret deomp an traou evel m'emaist. Gwelit kentoc'h !*

*« ...Santet hon eus bet holl, eun deiz, o tiwan ennom, eun*

nerz nevez, eur youl d'en em rei, eur garantez vrás en hor c'halonou evit ar merc'hed yaouank, eur garantez hag a boulze ac'hantomp etrevez enno. Adalek an dervez-se edo o tont en hor c'horf an nerz a groudigez hadet gant an Aotrou Doue e kalon pep paotr yaouank. Eun tenzor bras ha kaer en deus fiziet ennom, peogwir e teuomp evelse da genderc'hel labour ar grouidigez war an douar.

Met dre ma 'z eo bras ha kaer ez eo ives diaes da ziwall, buan e teu da woenvi fleurenn ar c'hlanded pa ne vez ket taolet evez warni.

Pa deu an nerz-se da greski ennom, goulennomp digant ar Werc'hez diwall ac'hantomp. Goulennomp kement-all digant an hini n'anavezomp ket c'hoaz hag a dile beza, eun deiz, hor pried ha mamm hor bugale. Na foranomp ket danvez ar pried na danvez an tad a zo ennom. Chomomp glan kousto pe gousto. Hag eun dervez a deuio e c'hellimp neuze lavaret d'hor pried yaouank ar pez a lavare eur micherour d'e bried, da zeizou kenta o briedelez : « Chomet out pur abalamour d'in ha me a zo chomet pur abalamour d'it ».

An eil hag egile a oa aet an trec'h ganto e stourmad kalet ar yaouankiz evit ar burentez...

Ret eo d'eomp, paotred yaouank, ren eur yaouankiz pur ma fell deomp beza yac'h ha krenv a gorf, a spered hag a galon...

Ha Marcel gouez a zisplegas goudre ar pez a gav ar paotr yaouank war hent risklus ar vuhez hag a c'hell lakaat anezan da goll e c'hlanded...

« ...Da genta al levriou fall... a vez enno goapaet ha dizenoret ar plac'h yaouank... a gont gevier divalo diwarbenn ar garantez hag ar briedelez... »

An dansou a c'hiz nevez, a laka ar paotr hag ar plac'h yaouank d'en em zerc'hel en eun doare ken diresped ma c'houez buan en o c'horf tan al luksur... Zoken an droiou-dans graet war ar plasennou hag a echu dre ar pokou ken alies a bep munutenn... Ar plac'h yaouank m'int ket bonbonou da suna int. Dalc'homp hor pokou evit an hini a vezor hor pried ha mamm hor bugale.

Ar foariou, ar pardoniou, ar frikoiou, ar c'hoariou, ar sportou a vez ives kavet enno re a dro evit ar yaouankiz da gouenza en dizurz...

Brezel, paotred yaouank, da gement tra a ziskar ar yaouankiz... Brezel d'ar varvailherien ha d'ar ganerien groz...

E pep lec'h hag e pep amzer bezomp leun a resped evit ar plac'h yaouank evel ma karfemp gwelet kaout resped evit hor c'hoar hag hor mamm.

Holl a-unan d'al labour evit ma splannao ar c'hlanded war dal holl yaouankiz ar maeziou, evit ma vez diazezet warni warc'hoaz an tiegeziou kristen hon eus c'hoant sevel...

Marcel Tanguy a Lesneven a zeuas, d'an trede, da zisplega deomp penaos e klask an Y.K.A.M. ober eus ar baotred yaouank tud ampart e pep doare... ampart war o relijion iveau...

« Youl an Y.K.A.M., emezan, eo rei d'ar yaouankizou ar sklerijenn a vank d'ezo a-wechou. Ar feiz kristen n'eo ket atao kom-prenet mat en hor maeziou breizat. Re a dud, siouaz, ne reont nemet mont da heul. Ne gevont ket o feiz, nag er gear, nag en o labouriou, na zoken en o ilizou. N'int kristenien nemet a-ziavaez hepken, n'o deus nemet an ano a gristen, ne harpont ket dirak eur mouse'hooz na dirak eur gomz flemmus enep o feiz...

Ni fell deomp kaout eur feiz beo ha start... Bezomp eur skouer hag eur sklerijenn evit hor paour-kaez kenvroiz a red marteze warlec'h plijaduriou divalo... Poaniomp ha stourmomp... Ar vuhez, gouzout a rit paotred yaouank, a zo penn-da-benn eur stourmad, hag an eürusted ne vez gounezet nemet dre zer-ch'el start ha dre ober sakrifisou...

An trech'a vez atao d'ar re nerzus, hag ar ger diweza d'an dud ne fallgalonont ket. Bezomp eta tud dispont, baleomp di-vrall, hor penn uhel, gwir ebrestel e servij ar mad hag ar justiz... »

Ha setu Louis Guillou, a Gleder, o tont da gomz deomp eus ar garantez-vro...

« ...An doare gwella da garout ar vro eo da genta en em garout an eil egile... Hag ar c'houser a ziskouez e garantez evit e nesa war dachenn e labour pemdeziek...

Paotred yaouank, eul labour kaer a zo fiziet ennomp: adsevel hor bro. Sevel anez eus ar voulhenn... hag evit an dra-se e rankomp chench penn d'an traou, elec'h ar blijadur lakaat an never, an never striz da heuill en desped da bep tra.

Kemeromp skouer diwar hor prizonerien. Tri bloaz a zo emaint en harlu, dre n'o deus ket kilet dirak an enebour, dre m'o deus heuliet striz o never.

Kemeromp skouer c'hoaz diwar ar re a zo chomet war an dachenn. Kouezet int evit ma chomo beo ar vro. Eviti o deus roet kement a ch'ellent rei hag o c'hlevet a ran o lavarout deomp-ni iveau rei, d'hou tro, eun dra bennak evit hor bro.

Paotred yaouank, va mignoned eus an Y.K.A.M., e-kreiz an arre tenval a en em led en-dro deomp, bezomp an elfenn a sklerijenn a ziskouez an hent.

Bezomp gwir ebrestel tud hor maeziou evit hencha an holl dud yaouank warzu an Hini en deus lavaret « me eo an hent, ar wirionez hag ar vuhez ».

N'oc'h ket bet e pardon ar baotred yaouank er Follgoad. Arabat kaout keuz. « Ar Vuhez Kristen », evel ma welit, o rei deoc'h eun tanva eus ar gouel, en deus digaset deoc'h « lodig ar par-don ».

MEOAENO.

Ra vez meulet Jesus-Krist !... Bepred !



## Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

### SANT FRANZEZ HAG AR RE BAOUR

Va Breudeur ha va C'hoarezet kér.

Goude ar garantez evit Doue, n'eus vertuz ebet ken talvoudus hag ar garantez evit an nesa.

Jezuz a lavar zoken ne ra an diou vertuz nemet unan; eur Farizian o veza goulennet outan pehini e oa brasa gourc'henn al lezenn, e respondas d'ezan:

« Karout a ri an Aotrou da Zoue gant da holl galon, da holl ene, da holl spered; setu ar c'henta gourc'henn. Hag an eil a zo henvel outan : karout a ri da nesa eveldout da-unan. »

Evit merka pegen pouezus eo ar gourc'henn-man, e lavar ous-penn:

« Eur gourc'henn nevez a roan d'eo'h d'en em garout etrezoch'evel m'am eus ho karet... A gement-se ec'h anavez ar holl ez oc'h va diskibien, m'en em garit ar eil egile... Da zeiz ar varn jeneral, me a lakaio ar re vat a-zehou d'in, ar re fall a-gleiz, ha me a lavar d'ar re a vez a-zehou : deuit, c'houi hag a zo benniget gant va zad, da gemen pers er Rouantelez a zo bet aozet evidoc'h abaoe krouidigez ar bed, rak naon am eus bet, ha c'houi hoc'h eus rost d'in da zebri; sec'hed am eus bet, ha c'houi hoc'h eus va gwisket... »

...Hag ar re vat a respozo d'in : Aotrou, peur hon eus-ni ho kwelet noaz, o kaout naon pe sec'hed, hag hon eus-ni graet war ho tro ?... Hag ar Roue a lavar d'ezo : « E gwirionez, ken lies gwech m'hoc'h eus graet kement-se da unan eus ar re tihan-man, d'in-me eo hoc'h eus her graet. »

Aketus evel ma oa da studia piz an Aviel, sant Fransez a anavez mat ar c'homzou-se hag a veve diouto: evitan, an nesa, n'eus forz piou e oa, a oa atao eur bugel da Zoue, eur breur d'ezan, eur skeudenn eus Hor Salver Jezuz-Krist, ha setu perak, evel Jezuz e-unan, e karas an dud, ...an holl, ...betek rei d'ezo kement tra en doa: e vadou, e amzer, e yec'hed, e galon!

Evit ar re baour en doa eur garantez souezuz-kenan.

Araok beza distroet ouz Doue, e oa brokus en o c'henver; goude e voe muic'h c'hoaz; evito e prene bara muia ma chelle, ha pa gave unan bennak e straedou Asiz, e tiskarge en e zorn kement pezarchant a veze en e yalc'h.

« O! eme Tomaz a Celano, plou a c'heille lavarout pegement e kare Fransez ar re baour! Netra nemet ouz o gwelout, e veze karget e ene a deneredigez, ha, pa n'en deveze netra da rei d'ezo, e tiskouez e d'ezo eur garantez divent. »

Nag a wech e c'hoarvezas gantan rei d'ar beorien e zilhad e-unan pe re e Vreudeur!... D'an 23 a viz Ebrel 1208 edo o vont da Asiz a-unan gant Breur Jilez nevez digemeret en Urz hag e kavas war e hent eur baourez e c'houlenn aluzenn.

« Va Breur meurbet, karet, emezan, dre garantez evit an Aotrou Doue, ro da vantell d'ar vaouez kaez-se. »

Hag hep marc'hata, Jilez a roas d'ez e vantell.

Eun dervez ma tistroe d'ar gér diouz Sien, e welas eun den gwisket fall:

« Va Breur, emezan kerkeut, va mantell a zo d'an deh-se, ret eo he rei d'ezan, rak n'eo bet prestet d'in nemet betek ma kavfen war va hent unan all gwisket falloc'h egedoun.

— Tad, a lavaras ar Breur, c'houi hoch'unan hoch eus ezomm anez.

— Nann, va Breur, d'ar paour eo! Ma talchfen ar vantell-se ganin, ne vefen nemet eul laér. »

Hag e roas e vantell d'an den.

Eur wech all, evel ma n'en doa netra da rei d'eur paour, e tiwrias doubletir e saë hag her roas d'ezan.

« Pa wele dirazan eun den reuzeudik, eme Tomaz a Celano, e teue raktal sonj d'ezan eus Hor Salver Jezuz-Krist, ha ma kleve unan bennak o veza rust en e genver, e veze rannet e galon. »

Eun dervez e c'hoarvezas gant eur Breur degemer gant komzou flemmus eur paour deut da glask an aluzen:

« Fall ac'h eus graet, eme Fransez d'ezan, diwisk da vantell, daoulin dirak ar paour-se, pok d'e dreid ha goulein pardon digantan. An neb a zo rust ouz eur paour, a ra dismegans d'Hor Salver Jezuz-Krist. »

N'heller ket dispelega gwelloc'h perak e voe ken madelezus e-kenver ar re baour. Eveltan, bezomp atao mat ouz ar beorien. Lezenn Doue eo ! !

=====  
N'ANKOUNAC'HAIT KET an induljansou bras ho peus da c'hounit da genver goueliou ar BORSIONKUL, d'an 2 a viz Eost (adalek ar 1 a viz Eost da greisteiz).

## KONSEKRASION TREDE-URZ SANT-FRANSEZ DA GALON DINAMM MARI

Hon Tad Jeneral en deus goulenet ma vije konsakret TREDE-URZ SANT FRANSEZ a-bez da Galon dinamm ar Werc'hez Vari. Ar gonskrasion-se a zo bet graet dija evit ar genta hag an eil Urz... Ret eo hec'h ober ives evit an Drede.

Er vodadeg kenta, goude beza resevet an niverenn-man eus « Kentaliou St Fransez », beleg rener pep Breuriez en devezo eta ar vadelez da lenn, pe da lakaat lenn, ar gonskrasion a zo aman da-heul, dirak an holl Vreudeur ha C'hoarezet daoulinet e-harz skeudenn ar Werc'hez venniget, ha, ma chelle, dirak ar Sakramant meulet ra vezoz! Rei d'al lid ar muia ma chellor a sked.

E familh S. Fransez ez eus eun devosion vrás da galon dinamm Mari. Ar Vreudeur hag ar C'hoarezet a rizkouezo ez int gwir vugale d'ezan o tont niverus d'en em lakaat dindan skoazell o Mamm eus ar Baradoz.

Ar gonskrasion-man a vezoz nevezet pep bloaz da zeiz bodadeg miz Kerzu... miz ar Werc'hez konsevet hep pec'ched. Pedi a reomp ar re a zo e penn pep Breuriez da virout gant evez ar chomzou anez. evit na vezoz ket ret he moula pep bloaz.

\*\*

« Gwerch'hez dinamm, Rouanez holl Urz sant Fransez, setu ni aman daoulinet e-harz ho tron a garantez hag a drugarez evit konsakri, holl asambles ha laouen-kenan, hon Urz karet a'ho Kalon dinamm.

« Evel hon Tad Sant Fransez, e fell d'eomp, dre an testeni bras-man eus hon devosion en ho kenver, diskleria ez oo'h hor Rouanez hag hor Mestrez.

« Hirio, a-wel d'an holl, en em gonsakromp d'eo'h a-bez hag e pedomp ac'hano'h d'hor chinnig da Galon Sakr Jezuz.

« O kalon dinamm hor Mamm hag hor Rouanez, gant holl nerz hor c'harantez evidoc'h, e kinnigomp d'eo'h hor chalonou, hor chorfou, hon eneou ha kement tra hon eus, evit ma reoc'h ganeomp ha gant hor madou evit brasa gloar Doue, trech'an Iliz santel, yec'hed ha frealzidigez Hon Tad Santel ar Fab.

« Daoulinet e-harz ho treid, ni a laka etre ho taouarn glanmeurbet hor buhez a-zibarz hag a-zivazez, hor pedennou, hon Oberou a oinijenn hag a garantez, hon abostolerez, hor poaniou ha betek hon distera Oberou, evit ma vezoz, drezoc'h, reizet pep tra evit donedigez Rouantelez ho Mab en eneou hag er bed holl, « Rouantelez a wirionez hag a vuhez, Rouantelez a santelez hag a c'hras, Rouantelez a lealded, a garantez hag a beoc'h. »

« Konsakri a reomp d'eo'c'h hor Superior, hor Breudeur hag hor C'hoarez, hon novised ha kement hini a zo war-nes beza digemeret en Drede-Urz, evit ma vezint holl, dre c'hras an Aotrou Doue, aketus da veva en e garantez ha fidèle betek o maro da Reolenn an Urz.

« Kalon dinamm Mari, santelait hon Urz a-bez hag henchit pep-hini ac'hanomp betek an uhela santelez.

« Kalon tomm-hergant ar garantez, lakin en hor c'halonou tan karantez Doue.

« Kalon sentus-meurbet, grit d'eomp senti dalc'hmat ouz gou're'hennou Doue hag ouz ar Reolenn.

« O kalon distag diouz madou an douar, grit d'eomp karout ar spered a baourenteze, evit ma vezou Doue hon holl denzor ha ma vezimp mat, hervez hor galloud, da ranna hor peadra gant hor breudeur.

« Kalon gwerc'h ha pur-meurbet, mirit dinamm hor c'halonou evit ma c'helliimp, adalek ar bed-man, gwelout Doue e pep tra, e pep lec'h ha bepred.

« Kalon dous hag izelek-kenan, evel bugale gwirion da Sant Fransez, grit d'eomp karout atao al lec'h diweza; grit ma vezou, a zeiz da zeiz, hor c'halonou muioc'h-mui henvel ouz hini Jezuz, ho Mab.

« O Kalon dinamm Mari, skouer barfet an holl vertuziou, goude ar gossekrasion-man, grit ma vezou hor buhez cur skeudenn, eus ho puhez santez-meurbet.

« Evit ma vezou evel-se, pep-hini ac'hanomp, daoulinet dirak ar Sakramant meulet ra vezou, a renevez a-greiz e galon, etre ho tauourn glan-meurbet, ar pez en deus prometet da zeiz e brofeson :

« Dirak Doue holl-C'halloudek, en enor d'ar Werc'hez konsevet-dinamm, d'hon Tad Sant Fransez ha d'an holl Sent, me... a bromet, e-pad va holl buhez, heulia gou're'hennou Doue ha Reolenn an Drede-Urz skrivet gant Sant Fransez ha kavet mat gant ar Pab Nikolaz IV ha Leon XIII; prometi a ran ives ober ar binijenn a vo merket d'in gant ar Vizitour evit va mankou enep ar Reolenn.

Evel-se bezet graet ! »

HON ANAON. — Lannilis : Pauline Boulic. — Pluguffan : An Ao. hag an I. Jacq. — Plouvorn : Francine Bozec. — Plouziri : Mari Floc'h.

HON OFERENNNOU AR MIZ a vezou lavaret e kouent Rosgo d'an daou gwener kenta eus ar miz 2 Gouere ha 6 Eost.

Imprimerie Commerciale de la « Dépêche de Brest »  
25, rue Jean Macé, Brest *Le Gérant : G. LEQUEAU*  
*(Cum permisso superlorum)*

# ARVUHEZ.



# KRIISTEN

## ADKOUMANANTCHOU

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :  
**25** lur

### Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, kelennadurez an Drede-Urz.

## KOUMANANCHOU

1<sup>o</sup> Evit koumananti a-nevez, roït atao hoc'h adress evel ma oa war an niverenn diweza, ha ma vez ret, goulennit da-choude chanj anez.

2<sup>o</sup> Ma tigasit asamblez koumananchou hag adkoumananchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3<sup>o</sup> Skrivit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

### SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »  
Couvent des Capucins  
C. C. 209-81 Nantes                    ROSCOFF (Finistère)

## Taolen ar Miz

|                                       | PAJENN |
|---------------------------------------|--------|
| Petra dalv hor relijon.....           | 323    |
| Jezuz-Krist hag e relijon.....        | 324    |
| Ar sinema .....                       | 326    |
| Chapeliou hag ilizou ar Werc'hez..... | 327    |
| Santez Anna ha Nikolazig.....         | 330    |
| Sorc'hennou Yann Digredenn.....       | 332    |
| Na guzit ket ho tud klanv.....        | 334    |
| Mona Kergrampouez .....               | 336    |
| Chè na pebez torr-penn.....           | 338    |
| Lizer Annaig da Jobig.....            | 341    |
| Mari Bragou ha Yann Vras.....         | 343    |
| Heol pe loar.....                     | 347    |

— 323 —

## PETRA DALV HOR RELIJION ?

Ar pez a ra d'an den beza hep par etouez an holl grouadurien eo e spered hag e galon.

An den a zo da genta ha dreist pep tra kalon ha spered. Dre hor c'halon ha dre hor spered eo e vevomp hor buhez den...

Setu perak, gant hor c'halon ha gant hor spered eo e rankomp enori Doue dreist-holl.

Kement-se, Jezuz hen desk d'eomp, pa larvar : « Karout a ri an Aotrou da Zoue eus da holl galon, da holl ene, da holl spered. »

Doue, eme an Aviel, a zo Spered, ha ret eo e adori a spered hag e gwirionez.

Hor relijon he deus talvoudegez hag a bliñ da Zoue, hervez ar preder a lakomp da heulia anez a galon hag a spered.

Petra dalv pedennou lavaret d'an daou lamm, gant hor mu-zellou hepken, hor c'halon pell diouz Doue?

Petra dalv oferennou klevet dievez, sakramanchou darem-predet evit ober ar c'his ?

An oberiou santela-se ne rentont enor ebet da Zoue ha ne wellaont tammi ebet an den : oberiou goullo int, n'eus digoll ebet da gaouit evito en Nenv.

N'eo ket niver an oberiou a zevostion eo a rent enor da Zoue, e gwirionez, met ar spered a feiz hag ar galon virvidik eo a laker enno...

Rebech a rer, d'eomp-ni Bretoned, kaout alies eur relijon diwar-c'horre. Ar feiz n'eo ket sanket doun a-walc'h he gwirizion er galon. Ha setu perak e vez ken buan horjellet ha diskaret !

Tennit c'houi, lennerien ger, eur gentel evit ho puhez. Lakin ho kalon hag ho spered en ho relijon, lakin ho relijon en ho kalon hag en ho spered.

Madou an douar, pa gemerer re a soursi ganto, a vir ouzomp da welout Doue tost d'eomp. Kiriek int da galz eus hon oberiou da vont e avel hag e moged.

Roomb ar plas kenta da Zoue, ha neuze, hor buhez a vezurz enni, hag a rougo fruez mat.

At V. K.

## JEZUZ-KRIST HAG E RELIJION

### PEDERVET LODENN

PENAOS BEVA KRISTEN (kendalc'h)

#### III. - SIKOURIOU

**K**AER kenan eo ar pal hon eus da dizout, ken kaer ma chomomp sebezet hag aonik dirazan. « Bezit parfet evel ma 'z eo parfet ho Tad eus an Nenv », a lavar Jezuz d'eomp. N'eo ket souez. Bugale da Zoue ha buhez Doue ennomp, daoust ha n'eo ket dereat e klaskfemp, eus hon holl nerz, beza henvel ouz hon Tad, bale war roudou Hor Salver Jezuz-Krist, gwir vab da Zoue?

Ha diaes eo beza parfet ? Ya. Ne welomp ket ar madou da dizout; n'ouzomp ket petra eo ar baradoz... ha madou an douar a zo dindan hon daouarn, ken aes da gutuilh, ken c'hoantet gant hor c'horf. Abaoue pec'hed Adam an disurz a zo ennomp, gag hor spered eo ret d'ezan stourm evit derc'hel ar c'horf din-dan e yeo ha plega e-unan da volontez Doue.

« An neb a zalc'ho mat betek an dibenn, hennez a vezo salvet. » Bugale da Zoue, bezomp kristenien, n'eo ket hepken deveziou a zo evel da sul, met bemdez ha betek hor maro. Bedeved hag e pep lec'h eo e tleomp gweleout hon dever ha beza kalonek awalc'h d'hen ober.

Hag aes e vez atao kement-se ? Ha, pa gouezomp war an hent, hag aes eo sevel adarre ha poania a-nevez da zont a-benn eus hor silvidigez ? N'eo ket, sur. Met Doue, mat ha fur, en deus laket etre hon daouarn peadra da dizout ar pal.

Doue da genta ne vank mors e rei d'eomp ar grasou a zo ret, grasou a sklerijenn hag a nerz. Ni, siouaz, eo ne fell ket d'eomp digemer ar grasou-se. Sikouret omp iveau gant ar Brovidanz; an Dreinded sakr a ra ennomp e lojeiz; skoazellet omp gant sent ha sentezed Iliz an douar, iliz an nenv hag iliz ar purgator, daoust d'eomp da chom hep gweleout o sikour. Sikouriou hag a welomp eo hini hor Mamm Santel an Iliz hag hini ar sakramanchou.

#### I. — SIKOUR AN ILIZ

Hor Salver Jezuz-Krist a oar, eeuin hag eeuin, petra daly an den. Gouzout a ra gant peseurt pri ez eo bet graet, ha pe seurt galloud en deus ar c'horf war an ene. An den n'eo ket eun ael eo.

Gouzout a ra iveau hor sempladurez pa chomomp hon-unan, pa n'omp ket skoazellet gant ar re all : gant tud hor familh, gant tud hor micher, gant tud hor bro.

Ar skoazell a ro ar familh, ar vicher, ar vro d'an den evit beza eurus er bed, hor Salver a ro d'ezan evit ar vuhez dreist-natur : ar skoazell-se Jezuz en deus hel lakaet evidomp en Iliz en deus savet pa oa war an douar. Jezuz e-unan eo a zo falvezet gantan boda an holl dud fidel en eun unvaniez krenv. Eur skoazell nerzus eo evidomp gweleout kalz tud all o kredi ar pez a gredomp, oc'h ober ar pez a reomp, o chacha ac'hanomp d'o heul war an hent mat etrezek ar memes pal.

E penn an Iliz, Jezuz en deus lakaet tud da gemenn an izili ha da vleina o labour. An dud-se a voe da genta an Ebrestel, karget da ziazeza ha da astenn an Iliz, karget iveau d'ober eskbien da zerc'hel o flas. En o fenn, Jezuz a lakaas Simon-Per evel pastor an holl zened gant ar galloud da rei e garg d'ar pabed a deufe war e lerch betek fin ar bed.

Jezuz a fizias er peniou-se e gelennadurez, e aviel, evit ma teu'jent d'o frezeg, d'o displega, d'o skigna, d'o difenn. Rak ne fell ket d'ezan e veve diaesoc'h da gristenien an ugentvet kant-ved bale wardu Doue eget ma oa da Juzevien e amzer.

An Iliz dre he mistri, a brezego eta ar wirionne... ar wirionne difazi, rak Jezuz en deus prometet d'ezil e vije ganti betek fin an amzeriou, evit mirout outi da fazia. An Ebrestel hag an eskbien a zo tud koulskoude, sempl awalc'h evit gellout koueza er pec'hed. Met hor Salver Jezuz-Krist a lakay bepred ar wirionne war o muzellou pa brezegint an Aviel, en e ano, d'an dud fidel fiziet enno.

Pa glaskomp eta ar wirionne hag ar sklerijenn, pa fell d'eomp anaout ar c'helou mat digaset d'eomp gant Jezuz-Krist, ni, tud an ugentvet kantved, n'hon eus nemet lakaat hor fizians en Iliz, en dud karget d'hor bleina. « An neb ho selaou am selaou-me; an neb ho tispriz am dispriz-me », a lavare Jezuz d'e ebrestel.

Heb aon eta ni a hell hag a die gweleout er Pab, en eskbien hag er velein, Jezuz-Krist e-unan o prezeg d'eomp ar wirionne. Heb aon iveau plega a hellomp ha plega a dileomp d'o galloud.

« Evel m'oun bet digaset gant va Zad, eveise me ho kas... Pep galloud a zo bet roet d'in en nenv ha war an douar; it eta: prezegit... badezit... deskit d'an dud heulia va gourc'hennou. »

An Iliz en deus eta, dre he mistri, ar galloud da ziskouez d'eomp bolonte hag Salver Jezuz-Krist, da zougen gourc'hennou en e ano, da verka d'eomp sklaer ar pez hon eus d'ober. Rak-se pa gemenn an Iliz, e koustianz ni a die senti. Eveise, pa gemenn d'eomp santelat ar sul en eur vont d'an oferen hag en eur chom hep labourat, hi a verk d'eomp bolonte Doue ha ni hon eus an deyer da senti.

Bremen, Pab, eskbien ha beleien ne labouront ket en o ano o-unan, met e ano ha gant galloud hor Salver evit brasa mat ha silvidigez an eneou. En eur vont d'o heul, pep kristen a hell anaout hag ober bolonte Doue, heb aon ebet da fazia.

## AR "SINEMA"

N'eus ket c'hoaz hanter-kant vloaz m'eo bet, evel ma laver, « invantet » ar cinema.

Na pegen buan en deus graet e gresk !

Hirio eo roue bras ar bed, hag eur roue pinvidik-mor.

Goude ar bara hag ar glaou, evit ar « cinema » eo e vez dis-pignet ar muia arc'hant.

Bez' ez eus hirio :

— Dre ar bed, 75.000 sal-sinema a zigor o doriou, bep sizun, da 200 milion a dud;

— Dre an Europ, 31.000 sal-sinema;

— Dre ar Frans, 6.000 sal-sinema a zigor o doriou, bep sizun, da 15 milion a dud, micherourien ha yaouankizou an darn vrasa anezo... Ya, roue bras ar bed eo ar « cinema ».

Hon Tad Santel ar Pab, Pi XIvet, a lavare : « N'heller ket kaout en hon amzer eur benveg hag en dese war an dud kement a ch'haloud eget ar « cinema ».

Kalz muioc'h a bouez eget eul levr en deus war sperejou an dud. Euriou hag euriou a zo ret evit lenn eur romant. Eun eur hanter a zo a-walc'h evit gwelout eur film, hep en em skuiza an distera.

Bez' ez eo eur gontell hag a droc'h diouz an daou du. Kalz droug a ra, en hon amzer... rak an darn vrassa eus ar filmou a daol dismegans war ar wir garantez, war ar familh, war ar burenbez, war an onestiz... Meuli a reont, pe da vihana tro a roont da veuli buhez ar rouller, an den digoustians, ar familh laosk al lezennou ganti, ar yaouankiz kabestr frank war he chouk... Hag o veuli hag o taolenna seurt buheziou direnket e ra ar « cinema » kalz droug en eneou, er familhou, er broiou.

Kalz vad a c'hellfe ober iveau. Filmou kaer a weler hag a zibrad ar galon war-du ar pez a zo mat ha santel... Hag ar filmou-se a blii d'an dud. Re rouez int, siouaz !

D'emp-ni, katoliked, eo harpa ar « cinema » mat, mirout da rei hon arc'hant d'ar « cinema » fall... en em unani evit gouleñn ma vo savet evidomp filmou hag o devo resped evit hon ene, hon onestiz, hor c'houstians.

En em unanomp... hag elec'h chom da glemm dirak an droug a ra ar « cinema » fall, stourmomp evit ma c'hello ar « cinema » mat skarza an hini fall ha dont da veza eur benveg evit sklerijenna ar sperejou, eeuna ar c'houstiansou, gwellaat ar c'halonou.

DRADEM.



El lodenn-man e vo kavet chapeliou hag ilizou all savet en enor d'ar Wer'hez. Dre rann-vro e vezint lakaet : rann-vro KEMPER, KEMPERLE, KASTELLIN, BREST, KASTEL-PAOL ha MON-TROULEZ.

## RANN-VRO KEMPER

### ITRON VARIA AR CHANDELOUR

(Iliz-Veur Sant Kaourantin, Kemper)

Iliz-veur Kemper a zo eur gaer a iliz eus an XIIIet, XIVet ha XVet kantved.

D'an XIIIet kantved e voe graet ar c'heur hag ar peder chapelig a zo diouz kostez an hanter-noz hed ha hed ar c'heur. Chapeliougou ha moger an tu all a zo bet savet er bloavez 1335-1336. Korf an iliz a zo eus ar XVet kantved. An touriou ne voent beget nemet er bloavez 1852 p'edo an Aotrou'n Eskob Graveran e penn eskopti Kemper.

An iliz-veur he deus 92 metr 45 a hed ; an touriou, beg hag all, o deus 75 metr 40 a uhelder.

### ITRON VARIA LOK-MARIA (KEMPER)

Frank eo iliz goz Lok-Maria, nebeut a lorzh ganti avat. An neo, kosteziou ar c'heur hag ar groazenn (transept) a zo bet savet en XIet kantved. Unan eus pilheri kreiz ar groazenn a zo bet graet a nevez ha savet rond d'ar XVIet kantved ; da heul e voe ranket iveau kempenn daou eus kosteziou an tour, kostez ar chuz-heol ha kostez an hanter-noz. An adrenv-keur hag eur chapelig diouz tu ar c'heresteiz a zo bet savet er bloaveziou 1866-1867, met en doare ma vijent bet savet 800 vloaz kentoc'h. Kempennachou all a voe graet choaz d'an iliz diwezatoch.

Skeudenn I. V. Lok-Maria a zo eus ar XVet kantved. Torret eo bet epad an Dispach' bras, kempennet endro ha benniget gant an Aotrou'n Eskob Duillard, d'an 19 a viz Ebrel 1903.

Ar pardon a vez lidet da c'houel Maria Hanter Eost.

A-viskoaz o deus Kemperiz enoret Itron-Varia Lokmaria evel diwallerez kér ; mont a raent d'hé fedi pa gouëze gwalinier war ar vro. Evelse e ouzomp e voe pedennou-meur d'ar 4 a viz Gwengolo 1768, d'an 8 a viz Gouere 1782, d'ar 6 a viz mae 1785.

Klouaraat a reas goude-se an devosion. Met adalek 1830 e welomp adarre prosesion parrez Sant Kaourantin o vont, bep bloaz, d'ar 15 a viz Eost, da iliz Lok-Maria da bedi ar Werch'ez dirak he skeudenn sanctel.

Er bloavez 1892, an Aotrou Pennfenteny, person Sant Kaourantin, a roas d'ar barrez ar boazamant da vont e prosesion de Lok-Maria da gloza miz Marl. Dalc'hett ez eus bet d'ar boazamant-se abaoe.

Pa vez gwasket ar vro e teuer da Lok-Maria da bedi. N'eo ket ankounachaet choaz pardon kaer an 31 a viz eost 1893 ; mulioù'h a sonj a zo c'hoaz eus an dervezioù à feiz hag a bedenn ma voe gouëliou Maria-Hanter-Eost eus ar bloavez 1914 d'ar bloavez 1918. Renet e veze ar pardoniou-se gant an Aotrou'n Eskop Duparc.

## ITRON VARIA GERZEVOT

(Erge-Vras)

Eur chapel vras ha kaer savet wardro ar bloavez 1500. An tour a zo bet adsavet er bloavez 1702 ; diskaret e oa bet gant ar gurun.

Ar pez a ra pinvidigez ar chapel eo ar starn-aoter (rétable) eus ar XVet kantved, a-us d'an aoter vras, kizellet ha livet warnan skeudennou buhez Hor Salver hag e vamm. Diwar an taolennou-se ez eus bet savet eur gontadmenn gaer.


Eun derivez, e teus kelou da Gempere e oa bet degaset gant ar mor, da gichen Lanniron, eur vag hanter foiltret, den ebet war e zro. War ar bourz e oa taolennou kizellet ken kaer ma kreded e cant labour an alez.

Ar c'helou a redas buan dre ar vro hag eus ar parreziou tosta e teus kalz tud da glask kaout an taolennou. Met kaer a oa poania da glask digas ar vag d'ar bord, poan gollet n'oa ken. Fabrig chapel I. V. Gerzevot a en em gasvas iveau, da heul aotrou Person, an Erge-Vras. Dioustu e teus ar vag d'ar bord. Diskarget e voe an taolennou ha divizet e wijent lakaet en eur charr stiejet gant daou ejen ; ar barrez ma chomie an ejened a-zav war he douar a vije perchenn an taolennou. Hag yao an ejened en hent.

Treuzi a rejont Kér Gemper ha kemeroù hent Kore. Digouezet e Penn-Karn-Ivin ez eas an ejened gant eur straed-zoun war an dorn-dehou, ha war-eusun da Gerzevod. Kleder ar chapel a sonas amezo o-unan evit embann d'an holl e oa sevenet youl Doue : ma veze an taolennou da I. V. Gerzevot. Ar starn-aoter burzodus a voe staget dioustu a-us d'an aoter vras.

Pardon I. V. Gerzevot a vez lidet d'ar sul warlerc'h an 8 a viz Gwengolo, gouel ginivelez ar Werch'ez Vari. N'eus ket wardro Kemper

pardon brudetoc'h na darempredetoc'h. Kemperiz ha kristenien ar parreziou tro-war-dro a zeu di niverus bras : eus a bell zoken e teuer da bardoma.



Menegi a c'hellomp aman eun devosion gaer anvet Pardon an Teir Vari. Pardonnerien a zo hag a ya da bedi, en deiz-se, e teir chapel d'ar Werch'ez pell awalch an eil diouz eben, hag a zigouez o fardon en hevelep derivez ; mont a reont d'an oferen-vintin da I. V. ar Sklerder e Kombrid, d'an oferen-bred da I. V. an Izel-vor, e Forest-Fouesnant, ha d'ar gousperou da I. V. Gerzevot.

Eur c'hatig koz brezonek, 56 Koublad d'ezan, skrivet er bloavez 1712 en enor da I. V. Gerzevot a zegas da sonj eus ar pirc'hiniñaj a reas eno eun nebeud eus martoled Duguay-Trouin, pa voent distro eus an drolad-se ma voe dismantret ganto mogeriou-difenn kér Rio-de-Janeiro, er bloavez 1711.

# Santez Anna ha Nikolazig



Pennad IX.

Aman e welot penaos  
eo deuet Santez-Anna.  
Wened, pe Keranna, da  
veza eul lec'h ken brudet.

(Diwar levr an Aotroned)  
BULEON HA GARREC

## TAN-GWALL

Eun darvoud iskis, erruet en deiz warlerc'h, a  
seblante diskouez edo zoken an Nenv, a-enep  
d'ezan.

En deiz-se, ar sul a oa, an engroez tud deuet d'ar Bosenno  
a oa kalz niverusoc'h eget en derch'ent.

Nikolazig a gemeras iveau hent ar Bosenno ha dre ma rae  
hent e komze gant e amezeg ar Pelikart, eus e holl wall-euriou,  
hag hemañ a frealze anezan kement ha ma c'helle pa glevas  
eure youc'hadenn adre e gein :

« An tan ! an tan ! »

Nikolazig a zistroas raktal, ha petra ' welas ? Edo an tan  
en e garrdi.

Tud a zired da glask mouga an tan; dour a voe taolet e-leiz;  
met kaer a zo ober, an tan a chom beo, ha dizale edo ar c'harr-di  
a-bez pulluc'het gant ar flamm.

Ha setu an teodou o vont endro. Lod a lavare : « Eur c'hastiz  
eo, a-berz an Nenv. » Ha lod all : « Nann, eur burzud eo ez eo  
kentoc'h ! »

Hag e gwirionez, ken nerzus oa bet an tan-se ma pulluc'has  
zoken ar vein, ha, tra souezus, ne reas droug ebet d'an daou  
vern gwiniz a oa e kichenig ar c'harr-di, er c'hozbez end-eün  
ma veze kaset an tan gant an avel, ha kement tra a oa er  
c'harr-di, a chomas dirrouk e-kreiz an tan-gwall.

An tan-gwall-sé, e gwirionez, a oa eur burzud muioc'h, rak  
setu petra lavaras daou zen, a yae d'an ampoent-se, eus Meria-  
deg da Bluneret :

D'an eur ma krogas an tan, o doa gwelet, o daou, eur roudenn  
dan o treuzi an oabl digoumoul, hag o kouenza war gériadenn  
Keranna.

Nikolazig a selle an darvoud-se, evel eur burzud a-berz an  
Neñv. Gouzout a rae e oa bet savet ar c'harr-di gant mein ar  
chapell goz dismantret. Setu Doue, dre an tan-gwall, o verka e  
tisplije d'ezan gwelout ar vein benniget-se, implijet d'ober eul  
labour dizakr.

Ober a rae eta Nikolazig skouarn-vouzar, pa gleve tud o  
lavarout ez oa eno eur c'hastiz, da lavarout n'oa nemet farserez  
kement a gonte d'an dud. Ha neuze, burzoudou all e-leiz a lavare  
d'ezan awalc'h edo war an hent mat.

Ha tri dervez goude, e voi douget adarre gant eun nerz  
kuzet ha digomprenus betek park ar Bosenno, el lec'h m'edo  
ar chapel. Hag eno e tañvas eur joa hag eun dudi na dañver  
nemet en Nefiv hag a oa gouest d'e zigoll eus e holl boaniou.

V. S.




Lennit mat an  
dra-man gant ho  
lunedou da sul...



L. Lok, ar « furcher-brezonek » en deus skrivet istor eur  
barrezig a Vro-Leon, istor Lambêr. Gouennit al levr nevez  
digant an Aotrou Guivarc'h, person Lambêr... N'ho pezo  
ket keuz, rak plijus kenan eo an istor-se.

Plijout a ra deoc'h « Ar Vuhez Kristen »... sur oun, ha pell  
'zo e lennit anezzi aketus. Met petra ' rit evit lakaat ho  
kerent, hoc'h amezien, ho mignonet da anaout ha da  
lenn hor c'helaouennig. Klaskit ' ta lennerien nevez d'k Ar  
Vuhez Kristen ».

Buhez Sant-Francis a Asiz a zo dindan ar wask... Fizians  
hon eus da c'hellout he lakaat e gwerz a-benn eur miz  
aman, mar plij gant Doue.



*Sorc'hennou Yann Digredenn*

## AN ILIZ HAG AN DESKADUREZ

**E**NEP an deskadurez eman an iliz hag ar veleien, a lavar adarre Yann Digredenn daoust d'ar sklerijenn am eus roet d'ezan war ar poent-se...

Ar veleien a zo enep an deskadurez, Yann ? Met n'emaoc'h ket mat ! Piou eo an dud desketa er vro ma n'eo ket an Eskibien hag ar veleien eo ?

Miliadou a veleien o deus gounezet, er skoliou brasa, papiou-testeni, « diplomou », ha ma vefe dastumet ha berniet ar paperiou-se e vefe brasoc'h ar bern eget tantad Sant-Yann.

Má vefe an Iliz enep an deskadurez ne rafe ket eus he beleien tud ken desket. Sklaer eo.

Ha sklaer eo iveau n'eus enebiez ebet etre ar relijion hag an deskadurez. Ne gredeze ket Yann ? Selaou mat neuze...

Pa vez torret da garr, Yann, n'eo ket ar c'higer nag an toer eo a glaskez eyit e zresa, met ar c'halvez.

Pa vez klanv da varc'h, Yann, n'eo ket ar c'halvez eo a glaskez met al louzaouer-chatal. Sklaer eo.

Mat, Yann, evit gouzout hag enebourien eo ar relijion hag an deskadurez, da gaout piou eo d'eomp mont ? Da gaout an dud desket, na petra 'ta.

Ac'hanta, Yann, klev mat breman n'eus ket unan en o zouez hag en defe kavet e ve ar Relijion enep ar Skiant, enep an Deskadurez.

Graet ez eus bet eun enklask piz war ar poent-se ha goulenet eo bet digant an dud gouizieka lavarout o sonj. Setu aman responchou darn anezo :

**G. André**, dourennoniour (chimiste) :

« Ar re a gondaon ar Relijion n'her greont nemet dre ourgouilh, rak an Deskadurez n'eo ket evit dirouestla holl gudenou ar vuhez. »

**P. Appel**, keleñner e Skol-Veur ar Skianchou :

« N'eus enebiez ebet etre ar Skiant hag ar Relijion. Bez' e c'heller war eun dro beza desket bras ha kaout relljion. »

**H. Andoyer**, keleñner er Sorbonn :

« Spered an den a c'houlenn eun Doue Hollzesket hag a daol e skeud warnomp-ni. »

**Ch. Barrois**, keleñner war an douarouriez (géologie) e Skol-Veur ar Skiantou :

« An douarouriez n'eo deuet a-benn betek-hen nemet da ziskouez eun dra, ez eus eun Doue. »

**H. Le Chatelier**, keleñner er Sorbonn :

« Na pegen brao en em glev ar Relijion hag an Deskadurez ! Gwelit Pascal, Ampère, Cauchy, a zo bet tud desket bras ha kristenien start. An dud a lavar n'hell ket an daou dra-se en em glevout n'int ket tud desket, azened ne lavaran ket. »

**Georges Claude**, unan eus an dud desketa a zo hirio :

« Penaos gouzavv klevout n'hell ket an dud desket kredi e Doue ? Ret eo dislavarout seurt glabouserien. »

**Ar Marechal Foch** :

« Deskadurez ha Relijion a zo daou dra en em glev brao bras hep en em dourtal. »

**H. Lecomte**, louzawour (botaniste) keleñner er Museum :

« Ar brezel etre ar Relijion hag an Deskadurez n'emane nemet e spered an dud a volonteze fall. »

**L. Lindet**, keleñner e Skol al Labour-douar :

« Pa oan bugel e veze lavaret d'in, en eur ziskouez an ed, ar gwez, ar bleuniou : sell, paotrig, Doue eo en deus graet an holl draou-se. Kredi a raen hep klask pelloc'h. Abaoe em eus studiet, klasket dounoch'h ha kaer am eus bet furchal n'em eus kayet respont all ebet. Gwelout a ran gouizien o'ch ober evel-doun ha ne deuont ket a-benn da c'housout muloc'h. Ya, Doue eo en deus graet an holl draou-se. »

**P. Sabatier**, keleñner ha skrivagner brudet :

« Klask lakaat ar Relijion hag an Deskadurez d'en em sevel an eil enep eben a zo didalvez. Al labour se n'hell beza graet nemet gant tud dizesk e pep giz. »

A-walc'h evelse,neketa Yann Digredenn.

Pet den gouiziek, pet den desket bras a zo ô lavarout eman an Iliz enep an Deskadurez ? Pet ? Na daou na tri. Hini ebet ! Peoc'h en toull-se 'ta Yann.

MELEGAN.

Da betra...



e tle serfia an deskadurez ...da genta?

Da zeski ar c'hatckiz,

da anaout ar relijion

Perak ' ta...

ez eus kemend-all a vugale ha n'ouzont  
ket brezzoneg awalch

nag evit lenn o c'hatckiz

nag evit komprenn o c'hatckiz

## NA GUZIT KET HO TUD KLANV...



Pa veze Hor Salver o tremen dre eur bourg pe eur gêrig bennak, e weled raktal an noriou o tigeri hag an dud klanv o tont er maez, degaset gant o c'herent, o mignod ned pe o amezeien.

« Ar re holl o devoa tud klanv o degase dirazan » a lavar an Aviel. An holl, ar re glany evel ar re yac'h o devoa ar memes c'hoant : gwelout Jezuz, klevout Jezuz... gellout marteze touch outan ha beza pareet gantan.

War ribl an henchou, war dreuzou an tiez, an dud vac'hagnet a c'hortoze Jezuz.

Ha Jezuz en devoa kement a joa outo ma veze gwelet o vont e-unan d'o c'haout pa n'hellent ket dont betek ennan.

Pa zeus kelou d'ezan e oa klanv e vignon Lazar e lavaras kerkent : « Mont a rin d'e welout hag e parein anezan ».

En amzer Hor Salver, ar muia ma c'helled, e veze diskouezet d'ezan an dud klanv.

Hirio avat e vez kuzet outan an dud klanv.

Dalc'het kloz e vezont en ti... Marteze e vez ententet mat outo..., ingal e teu ar medesin d'o gwelout... goulenet e vez kuzul evit ober gwelloc'h war o zro... an amezeien hag ar gerent a zeu d'o gwelout ha da zegas bleuniou, levriou ha madigou...

Den ebet avat ne sonjo (pe marteze ne gredo) kinnig d'ar paour-kaez klanvour reseo bizit an Aotrou Doue.

Piou koulskoude a quezo e frealzi gwelloc'h eget an hini en deus lavaret : « Deuit davedoun c'houi holl hag a zo er boan... ha me ho frealdo » ?

Na guzit ket ho tud klanv ouz Hor Salver Jezuz-Krist.

\*\*

N'o c'huzit ket kennebeut ouz ar beleg.

Eur barizianez, goude eur c'hlained, a oa deuet da ziskuiza war ar maez hag e c'houlennas ma teufe ar beleg d'he gwelout. Ne oa ket klanv bras, re skuiz e oa hepken evit mont betek an iliz.

Ar beleg a zeus raktal o sonjal e oa prest da verval, ha p'he gwelas e anzavas gant glac'h : — « Daou vloaz war'n ugant a zo emaoun er barrez-man, ar wech kenta eo d'in da veza galvet da welout eur c'hlavour ha ne oa ket ar maro etre e zent. »

Eur person nevez a oa oc'h ober tro e barrez evit ar wech kenta. Ne welas, oc'h ober e dro, nemet daou glanvour. Gou-

zout a rae koulskoude e oa 20 den klanv er barrez. Kuzet e oant bet outan.

E amzer Hor Salver ar glanvourien a gave n'eus forz pegelement a dud a volontez vat d'o dougen ha d'o c'has betek Jezuz.

Hirio, zoken en tiez kristen, ne gavont den d'o sikour da vont betek ar C'hrist.

Unan anezo a gonte d'in : « Eliz miz a zo emaoun er plastr, sounnet aman war va flankenn, ha bep tro m'am eus goulenet reseo an Aotrou Doue, em eus santet ne blije ket an dra-se d'am zud... Hag, en deiz all, pa zeus ar beleg da zegas ar gomunion ne oa nemet ar piac'h war-zao hag hi eo a gempennas ar gambr... ar re all e oa re abred evito sevel d'an eur-se... ! Ar medesin koulskoude, n'eus forz da bet eur d'ezan dont, a gav atao tud d'e zigemerout... ha laouen !... Va zud koulskoude a zo kristenien vat... ! »

Na guzit ket ho tud klanv nag ouz ar C'hrist nag ouz ar beleg.

N'o c'huzit ket kennebeut ouz an dud !

E amzer Hor Salver ne veze morse lezet a-gostez ar glanvouri.

An dud a zeue da selaou Hor Salver a zegase ganto o zud klanv... ha gouzout a raent mat e tremene Jezuz tost d'ezo abalamour ma oa ganto tud klanv...

Hag ar re-man a veze lakaet er plas kenta a-wel d'an holl...

Hirio ez eus evel mez o tiskouez an dud klanv hag e vezont kuzet ouz an holl.

Ar c'hlained a zo eur groaz. Eur groaz evit ar c'hlavour e-unan. Eur groaz iveau evit e dud. Hag ar groaz a rank beza douget hep mez.

Met digristen eo hirio ar bed emaomp o veva ennan ha n'ouzer mui petra eo ar groaz...

N'eo evit an darn vrasha nemet eur benveg euzus a ranker tec'hout dioutan ar pella ma c'heller.

Setu perak e teu buan ar c'hlavour a veza eur samm zoken evit tud e di... hag e teu da veza kemeret evit eun estranjour e-touez e dud.

N'en em gomprener mui abalamour ma ne never mui ar memes buhez.

An dud yac'h, na petra 'ta, a vev evel tud yac'h, peogwir o deus yec'hed.

Hag ar c'hlavour a rank beva evel eur c'hlavour, peogwir eo klanv, siouaz !

Né gavo den d'e sikour da veva e vuhez a glanvour... da gaout ha da garout ar groaz kuzet dindan ar c'hlained.

Ar c'hlavour a deufe da veza eur sant ma teufe da anaout ha da garout e groaz.

Sikourit 'ta anezan d'hen ober.

A-hent-all peurvia, ne ziwan en e galon nemet tristidigez, anken ha dizesper...

DRADEM.

## MONA KERGRAMPOEZ

**M**AT kenan e kavan krampoez...

Dreist-hoil pa vez eun tamm lipig ganto... pa vezont lardet.

Met n'eus forz pegen mat o c'havan, da di Vona ne din ket da zebri krampoez... daoust ma 'z eo kenta krampoezerez ar vro.

Aon am befe da veza flemmet...

Daoust ha naered a zo e ti Vona Kergrampoez ?

N'eus ket naered en ti ...

Eun naer hepken a zo, hag an naer-se eo Mona hec'h unan.

Eun naer-viber eus ar re wasa eo zoken.

An naered, gouzout a rit o deus eur sach'had binim en o genou...

Mona ives he deus unan... hag rak he zeed binimus eo em eus aon.

O ! komz flour a oar Mona... ken flourig ha ma oar led a kaod war he fillig.

Taolit evez ! Na chomit ket re bell d'he selaou o c'houtellat... buan awalc'h e vezoc'h tapet en he lasou.

En he c'haooziou floura e vez ar muia binim!

Gouzout a ra ken brao troada ha liva gevier, ma c'hellef an diaoul e-unan dont d'ar skol ganti ...

Hag anet d'eo'h, ne gouez ket Mona semplet bep gaou ma lavar.

Eürusamant... rak ne veve ket kavet er vro dour awalc'h d'he disembla.

Morse, a lavar an dud, n'eus bet paket gaou ebet en e genou, rak dont a reont tout er-maez.

Mona Kergrampoez a zo he micher ober krampoez.

Ha ma ne laverfe gevier nemet evit trei krampoez, evel ma vez lavaret, ne rafe nemet he micher...

Met ar gevier a zislionk Mona a zo gevier binimus.

Mona a zo eun naer hag a flemm.

Selaouit kentoc'h...

Eun amezogez d'ezi, mamm a famill niverus, paour met



gwreg a benn hag a urz, a vez bepred he bugale gwisket naet ha kempenn...

— N'eo ket diaes d'ezi, eme Vona en eur lucha, ar e marche nor !

Ha setu disac'het ar binim gant an naer.

Merc'h yaouank eun amezog a zo ano d'ezi da fortunia gant eur paotr yaouank fur... ha merc'h Mona, betek hen, n'he deus ket c'hoaz bet tro da rel e sac'h da hini ebet ...

— O ya, eme Vona en eur lucha adarre, dimezi a c'hell. Eur mob kaer evel hennez ne fell ket d'in kaout a briz ebet... Re ger eo ar gwenn hirio !

Teod binimus an naer en deus flemmet adarre !

Emgleo hag unvaniez a zo er geriadenn... Ne bado ket pell... Gortozit !

— Diwall, Chob, ouz ar c'hontilli a droc'h eus daou du... Chob ne gompren ket... Diwall a lavaran d'it, n'eo ket an amezog a ra ar braoa d'it dirazout eo a ra ar gwella pa vez troet da genn ganez.

Ha setu hadet yenenn etre an amezien... setu flemmet ar garantez gant teod binimus an naer.

Eur penn-tiegez a zo o klask eur mevel hag ano a zo eman o vont da ober marc'had gant eun tad a 5 krouadur ...

— Eur mevel mat az pezo, eme Vona en eur lucha atao, ouz an daol ne lez morse e labour gant eun all... War al labouriou all avat e torr buan d'ezan...

Hag an penn-tiegez a chomas hep mevel... Hag an tad a familh a chomas dilabour...

Teod an naer en devoa flemmet adarre.

Hag a-hed an deiz ne ziskrog ket eus he labour-ifern...

Meulit unan bennak dirazi... hag e unano he meuleudiou gant ho re... met raktal goude ar meuleudiou e tirolo d'o beuzi ar flipadou flemmus.

Meulit dirazi furnez eur plach yaouank... O ya, a responto Mona, fur eo... devot evel eul leanez pa vez eun iliz... met war a gonter, pa vez er frikoiu n'eus ket skanv-benn par d'ezi.

Hag adarre eur flemmad !

N'ouzon ket gant petra eo maget tan an ifern. Ha pa ne veve maget nemet gant an teodou fall eo sur da badout diou eternite...

Ha daoust ha tan an ifern n'eo ket kroget dija e teod Mona Kergrampoez...

Hag e teod eur bern naered-viber eveldi...

PETROMIK.

## Chê, na pebez torr-penn

Goude beza lennet va fennadou-skrid diwar-benn « ar brezoneg », eur mignon a skriv d'in n'oun nemet eun « torr-penn ».

« Ar c'helaouennou kristen hag an oberou yaouankiz, emezan, n'int ket graet evit difenn ar brezoneg. »

Possu! eo. Met daoust ha graet e vilent evit laza ar brezoneg ?

Ha perak, ma 'z eo eun dra vat — hag ez eo — e chomfe beo ar brezoneg, perak ne rofe ket an oberou yaouankiz eun tammig skoazell d'ezan ?

Eun ali hepken roet d'an den yaouank a zo kalz.

Eur skouer a vefe gwelloc'h c'hoaz.

Evit petra eo savet an oberou yaouankiz ? D'am sonj e tleont skora ha kenderc'hel, evit he feurechui, ar gelennadurez en deus bet an den yaouank en e familh hag en e skol. Beza e tleont ouspenn ober anezan eur c'histen, hag eur c'histen diouz doare e barrez, gouest d'ober vad endro d'ezan.

Ma teuit, dre an oberou yaouankiz, da lakaat an den yaouank da zilezel e vrezoneg, ha d'ober eur gall anezan, petra ' en em gavo ?

a) Da genta, e tistagit anezan diouz e familh.

Er ger e komz brezoneg.

Ar brezoneg eo yez e dud, yez e dud koz.

C'houi a ra d'ezan chench yez.

Emaoc'h o sevel eur speuren etrezan hag e dud.

Emaoc'h o terri unan eus al liammou kreñva o stage an eil ouz egile.

Emaoc'h o lakaat er familh-se eur spered nevez hag en devo poan oc'h en em glevout gant ar spered he doa kentoc'h.

Ar galleg o vont en tiegez brezonek-se a vez ar yenn a rai ar faout hag ar rann etre koo ha yaouank.

An oberou yaouankiz n'int ket savet evit an dra-se.

b) D'an eil, mont a rit enep ar gelennadurez roet er skol.

Dizarat a rit el lec'h ma vez bet ar skol oc'h arat.

Komz a ran eus ar skol gristen. Aman, dre urz an Aotrou 'n Eskob hag an ensellourien, e vez desket hiviziken lenn ha skriva brezoneg, e vez desket d'ar Breizadig karout e Vreiz hag e yez brezonek.

En em gavet goude er patronaj pe en Y. K. A. M., ma ne glev mui nemet galleg, petra ' sonjo ?

Sonjal a rai, ma 'z eus eun tamm spered en e benn, eo souezus e vije klasket rei d'ezan diou gelennadurez ken disheñvel.

Ma 'z eo mat ar brezoneg da zesi er skol, e tlefe beza mat iveauz da gomz goude ar skol.

Ma ro an Aotrou'n Eskob urziou evit ar skol, e tlefent talvezout c'hoaz evit an « oberou a c'houde skol ».

Ma n'eman ket aman al lec'h da zesi brezoneg, eman nebeutoc'h c'hoaz al lec'h da vouga ar brezoneg !

Ma 'z eus c'hoant sevel ar vugale e gwir Vreiziz, n'eo ket evit ma troint e Gallaoued kerkent ha ma 'z aint eus ar skol.

Skol gristen hag « oberou yaouankiz » n'int ket graet evit divempra an danvez tud en eur chacha warno pep hini diouz e du; ar familh hag ar skol o vrezonekaat, an « oberou » o tivrezonega !

c) D'an trede o tivrezonega ho tud yaouank, n'o savit ket diouz doare ho parrez, dreist-holl diouz doare hoc'h iliz-parrez.

Karout a rafec'h ober ebrestel eus an dud yaouank-se. Ha kaer-tre eo ho menoz.

An abostol, hervez komz Hor Salver, a dle beza ar « goell » a laka an toaz da sevel.

Ma chom ar « goell » e kichen an toaz, ne raiio vad ebet d'ezan. E-barz e rank mont !

E kalz parrezioù hirio ez eus tud yaouank hag a c'hellfe beza iveauz, dre o feiz, dre o deskadurez... evel ar « goell » a dlefe lakaat ar re all da sevel, da wellaat.

Siouaz ! dilezet o deus yez o farrez;

E galleg int aet :

En em sevel dreist ar re all a fell d'ezo. Setu ma chom ar goell pell diouz an toaz. Setu diou yaouankiz o sevel skoaz ha skoaz, unan c'hallek oc'h ober fae war unan vrezonek.

Setu diou yaouankiz o chom sarret an eil ouz eben;

Daremprid ebet, gwasoc'h c'hoaz, gwarizi etrezo !

Ha pa 'z aio ar c'hallegerien-se d'hoc'h iliz-parrez ?

E vezoc'h bet en ho podadegou o c'hallegrat d'ezo, o tistaga anezo diouz ar brezoneg..., peseurt fri a raint d'ho prezegennou brezonek, d'ho kantikou brezonek ?

Fae o devezo d'ezo, alies bras a-wech.

Gwas a-se evit o feiz.

Gwas a-se evit ar barrez : eman divempret ! Diou barrez eo a zo breman en unan, eur barrez c'hallek hag unan vrezonek !

Dre fait piou ?...

Koulskoude,

pegen aes ne vije ket derc'hel beo ha yac'h ar brezoneg,

dre ar skol,

dre ar c'hatkiz,

dre an oberou yaouankiz !

N'eus ket eur bugel, n'eus ket eun den yaouank,

e BREIZ,

— pa vezo lakaet d'ezan en e spered petra eo Breiz ha petra eo eur Breizad, —  
ne deufe ket  
— buan zoken ! —  
da garout e vrezoneg ha d'e gomz gant lorc'h.  
Rak n'eman ket e natur an den ruzia eus e ouenn nag eus e  
yez, evel ma ra kement a Vretoned.  
Nemet e vije poent paouez, e skoliou a zo, hag en « oberou  
yaouankiz », da rei d'ar Vretoned yaouank eur gelennadurez  
enep natur !

S. S.



Aet  
ar  
maout  
gant  
ar  
merc'hed

Kaer meurbet eo bet pardon merc'hed yaouank an Ykam,  
er Folgoad. Kaeroc'h eget hini ar baotred yaouank a lavar lod  
eus an dud...

Er miz a zeu, marzeze, e c'hellimp rei deoc'h eun tanya eus  
ar prezegennou kaer displateget dirak tri pe bevar miliad yka-  
miadez gant Yvonne Abiven eus a Blouzeniel ha Mari Vezo eus  
a Bloueskad. Hag e brezoneg eo bet graet ar prezegennou-se...  
eur brezoneg ha ne oa ket unan truilhok, kredit mat...

Piou a gredo c'hoaz tamall merc'hed yaouank an Ykam da  
veza mouzet ouz ar brezoneg ?

*Lizer Annaik  
d'he c'hender Jobig*

Prad al lann, 17/8/43.

Va c'hender her,



Eur vaouez nec'het a-walch eo a zo o skriva d'it hirlo. Met da unan bennak e rankan disamina'va c'halon. N'oun ket bet boazet betek-hen da zizolei d'am mamm — nebeutoc'h c'hoaz d'am zad — kernou-tro a zo em spered. Kement-all a draou a dremen iveau er spered paour-se, ma rankfen lavarout tout !

Gouzout a rez piou a veze war va zro en hañv all.. Plijout a rae d'in Per an Dreou ha kredi a ran en doa choa ouzin... Eun tammig lent eo da lavarout e sonj, nemet ni, merched, a gompren alies diwar banter-o'her.

Atao eo bet em sonj dimezi gant eul labourer-douar hag em eus lezet va faltazi da c'haloupat ha graet hunvreou... Eun atant vihan hon eus a leve... Eno ez afemp, Per ha me, da c'hortoz kemerout brasoc'h, diwezatoc'h, pa veze kresket ar sikour... Hon treuz a rafemp evel hon tud gant bennoz Doue.

Mat kenan ! emedout, ha peur eman ar friko ?  
Aman eo eman an dalch, Jobig ! Anaout a rez iveau Saig ar C'henn, unan eus hon amezeien, pemp bloaz war 'n ugent den, aet da Bariz daou vloaz a zo. War ar « metro » eman o labourat. Alies e teu d'ar gér ha tra pe dra a gav atao da gas gantan : amann, viou, kig-sal... Dont a ra gantan iveau avat traou hag a gaver aesoc'h e Pariz eget aman...

Pa deu d'ar gér e kav atao e lang da zont betek an ti da var-vaihat. Laouen e vez ouzin, teodet mat eo.

Diouz e glevout n'eman ket fall ar stal gant ar Vretoned e Pariz, daoust d'an diaesteriou... Ha neuze, d'ar merched eo aesoc'h eget war ar maez : na saout da chore, na pri da vresa ; pep tra en ti : dour, goulou, gaz... ha pep tra tost d'an ti : an iliz, ar medesin, ar skol...

Eur paotr dilastez eo Saig... Gwisket kran e vez atao, eur bale skanv ha dilu... Dech e oa distroet da Bariz, e welet em boa o vont e-biou gant ar straed... Ha setu va c'halonig oo'h ober « boum ! boum ! »

Marteze e ri goap achanoum ! Ar baotred yaouank n'int mat nemet da ober goap eus ar plach'ed yaouank ! Koulskoude e vefen kontant da c'houzout petra sonjez. Ha ma rez goap ne skriviñ d'it birviken mui.

Kenavo.. ha lavar eur bedennig evit da geniterv gwali-nechet.

ANNAIG.

## Respong Jobig d'e geniterv Annaig

Koad-fao, 25/8/34.

Va c'heniterv ker,

N'eo ket bet bras va souezenn o lenn da lizer. N'eman ket va daoulagad ganen em godelloñ na va diskouarn kennebeut. Per an Dreou iveau en deus gwelet ar c'hemm a zo deuet ennout. N'en deus lavaret ger ebet d'in..., met ken disebiant ha ma vezzen en e gevez eo aez d'ezan kompreñ. Gwechall e c'houlenne kelou ac'hantout allies, bremen ger ebet ken. Kredi a ran en deus kavet kalet.

Petra 'fell d'it Annaig, ni, paotred yaouank, a gav kasais gwelout plac'hed yaouank a-zaore, strobinellet awechou gant lakizien hag o tilezel ar maeziou pa n'oa ket ret d'ezo.

En deiz all adarre e savas kont ar merc'hed ganeomp, n'eo ket evit luc'hachi oa, tri pe bevar ykamiad oamp, met diwarbenn an troet m'eo ar merc'hed yaouank da glask en em strapenni ouz kériz.

Per an Dreou a oa ganeomp. Lemmet e oa marteze e deod gant e galonad, ar pez a zo sur eo, dont a rae gantan.

Pennou-skafiv, emezan, n'int ket bet biskoaz e kér, hag e kredont kement hini a liv brao d'ezo buhez ar c'hériou. Frank e rank beza toull o gouzoug... pep tra a tonkont... Ma ve lavaret d'ezo e vefe e pep ti, e Pariz, eur mekanig da drei an dour e gwin hag ar breneskenn e bleud, e kredfent ! Hag arabat eo d'eo'ch klask o difazia ! E kér n'eus nemet aesañmanchou... war ar maez diaezañmanchou... hag e teu ganto al litaniou a ouzout. Ha neuze, eme Ber, ar pez a ra ar muia poan galon d'in eo gwelout n'int chalet nemet gant eun dra : e pelech e vezou an ebata va doare, e pelech e vezou an aesa d'in beva, e pelech e vezou ar c'haera va buhez, e pelech em bo ar muia plijadur ? Gwechall an dud a c'houlenne : e pelech eman va dever ? e pelech e vezou va buhez ar frouezusa evit ar bed-man hag evit ar bed all. Ar boan ne gonte ket, ha ni a zo bet savet evelse du-man.

Me a chomo war ar maez hag e ouzou mat ne vezou ket inouet an hini a zeulo du-man da verch kaer... Ma kavan unan ! Rak ar merc'hed yaouank, kalz anezo, a glask da genta e-touez ar re n'int ket labourerien-douar : archerien, martoloded. Nemet o devo unan hag a zo dindan ar gouarnaman eo mat. Ha pa welont unan eus ar seurt-se neuze avat e vez o fri er vann ha sounn o c'ribenn ganto !

Hag ar merc'hed-se a zo er « J. A. C. F. », mar plij, hag a gan :  
Nous nous sentons fortes et fières  
D'être filles de paysans.

Ro peoch ta, a lavaras unan ac'hantomp da Ber, peogwir eo troet o spered evelse marteze eo gwelloc'h ez afent kuit diwar hon tro. Ne glevemp ganto nemet rebechou ha sinkan ! Ha neuze, stankoc'h stanka e teu da vezra bemdez ar merc'hed yaouank o deus kompreñet petra eo emzao an Ykam..., aze eman hon esperans !

Ha bremen, Annaig, chom da boueza ar menoziou-se eur pennad, ha gra a gari gant da Berig ha da Saig. Diouz ma ri e vezzi barnet.

Marteze e kavi eun tammiig c'houer al lizer-mann... awechou eo gwelloc'h lavarout ar wirionez war-eun ha dioustu elech chom da c'hoari « koukouk ».

Ne vankin ket da c'houenn em fedennou ma vezou distrobinellet va c'heniterv. Kenavo.

JOBIG.



## MARI BRAGOU

ha

Yann Vras



Petra 'ta merc'hed, c'houi 'zo glac'haret ?  
Hervez ar pez a glevan lavaret...  
Ez oc'h, mil bell'zo, aet skuiz o senti  
Hag e karfech beza mestrez en ho ti ?  
Ha war a glevan, tammou chuchu,  
Da chanch mod d'an traou ne gavit ket an tu.  
Deuit d'ar skol ganen-me, hag hep dale  
C'houi ouezo lakaat ho kwazed da vale.

N'ouzoc'h ket penaos oun bet dimezet ?  
Chut !... Na lavarit ger da zen ebet...  
P'edo Yann Vras — anaout a rit Yann Vras —  
Va « hini koz » abaoe 'z eus dek vioaz...  
A ! pebez den ! krenv evel eur marc'h mul  
— Me gav d'in e tiskenn eus gouenn Herkul...  
Met gortozit, ma kontin d'eo'ch an traou  
Penn da benn... ma n'oc'h ket skuiz o selaou.  
N'oc'h ket ? Mersi !... C'hoant ho peus da glevet  
Ar pez a zigouezas deiz an eured ?  
Mat ! abred diouz ar mintin, Mari Bragou  
A storlok an nor e « Minekragou ».  
— « Petra ? mon-me, n'eo ket c'hoaz savet an dud ?  
« Petra ? Yann Vras a zo c'hoaz en e glud !  
« Er meaz !... pe vo gwelet... Ne peus ket mez !  
« Lezel an hini vezou da vaouez  
« Da zont d'az kerc'hat ?... »

— Yao ! eme Yann Vras,  
O respont goustadik dre doull ar c'haz.  
Non-den-distak ! m'en dije laret « nann »  
Me 'm bije e fouetet gant eur bod lann...

Eun eur goude, ouz hor gwelet hon daou  
Er voetur, sounn e lost gant ar marc'h Laou,  
C'houi pije lavaret 'n eur vont ebiou :  
— « Set' aze eur vaouez ! Hounnez a dalv diou ! »  
Evel just, ar fouet a oa em dorn-me,  
Hag eun douchenn outan hag a strake.  
Yann Vras, en tu kleiz ne lavare ger,  
Gant aon da gaout ar fouet war e ler...  
Me bromet d'oc'h, n'en doa ket c'hoant c'hoarzin...  
Ne grede ket memes sellet ouzin...

Ha ni kazel ha kazel d'an ti-kér,  
Egiz daou ebeul, dirak an aotrou mér...  
Pa welas Yann ar c'houriz trikolor,  
E zaoulagad a glaskas toull an nor...  
— « Hep ! emon-me, 'n eur gregi 'n e chupenn,  
« Chom aman ! Petra ! sko en da benn ?  
« Set' aze giziou ! » Ha ! non-den-distak !  
Va dorn a oa prest, ya, d'ober da-klak...  
Met an aotrou mér, 'n eun tamm prezegenn  
A oa krog o konta d'eomp al lezenn,  
Ha c'houi gompreñ, ne vije ket bet brao  
D'an eur-se distouez e oa taer va fao...  
« Ar wreg, a lare d'eomp an aotrou mér,  
« Ar wreg, evit ober mat he never,  
« A dle senti bepred ouz mouez he gwaz,  
« Mont d'e heul, ha pa vije war he zreid noaz,  
« Mar en deus c'hoant da vont da Dombouktou  
« Hep roi amzer d'ei da glask he boutou ! »  
— Che ! Biskoaz n' am oa klevet kement all !  
Ha setu kroget ennon ar c'hoant skrignal...  
— « Yann Vras ! 'me ar mér, kemer a ri da wreg... »  
— « Ootrou mér, emon-me, sarrit ho peg,  
« Me eo a gener Yann Vras evit va gwaz,  
« D'in-me 'michans, ez eo d'ober ar choaz !  
« Petra ta ! Alo Yann, digas aman da zorn... »  
Digor bras e chinou, evel eur forn,  
An aotrou mér ne gredas ket gwikal,  
Ha dorn Yann Vras, ledan egiz eur bal,  
En eur grena, a gouezas em hini...  
C'hanta merc'hed, set' aze eureuji !...

Eus an ti-kér ez ejomp d'an iliz.  
Ha c'houi gav d'oc'h em oa heuilhet ar c'hiz  
A lak ar gwaz a zehou, ar wreg a gleiz ?  
Ah ! n' am oa ket ! N'em daol e beg ar bleiz  
Pa c'heller e lonka, zo eur c'hiz fall...  
Me laosk ar giziou-se gant tud all...

Setu me d'an daoulin er gador zehou...  
Hem... An taol-man Yann Vras a janch liou,  
Koll a reas e benn, ha fas d'an nor,  
Setu hen azezet war e gador...  
— « Yann, emon-me, sevel a ri, pe ne ri ?  
« En iliz n'eus ket gonje da c'hoari !... »  
Ha Yann a droas 'trezek an aoter,  
Gwenn e groc'hen evel eun tamm paper.  
— « Heu ! mon-me, 'n eur c'hrougnal tre va dent,  
« Set aman vat eur spontailh 'vit ar zent ! »  
Ha Yann Vras da lakat war e fas koar  
Eur mousec'hoarz henvel ouz hini al loar...  
Yao ! eun eured hag eun enteramant  
N'int ket henvel... Setu va zantimant.

Met an aotrou person hag ar c'hloc'her  
A ceue dirazomp gant o faper...  
An daou-man 'oar n'eo ket noz da greisdeiz.  
Eun taol lagad a zehou, eur sell a gleiz,  
Hag an Aotrou person, ken brao ha tra,  
A c'houlenn diganen-me da genta :  
— « Mari Bragou, kemer 'rit c'houi Yann Vras  
« Hervez lezenn an Iliz 'vit ho koaz ? »  
— « Ya ! mon-me, seac'h... » — « Yann Vras, Minekragou  
« Kemer 'rit da bried Mari Bragou ?...  
Non-den-distak ! Evel eun debrer yod,  
Ar paourkaes Yann en doa kollet e deod.  
Ha : paotred paour, va daoulagad-briz  
A diaolaz warnan eur zell ken dinviz  
Ma kavas e deod... Biskoaz kement all !...  
An teod kavet gant Yann oa eun teod gall !  
— Y-i-a, emezan, Ma-ma-ma-ri  
N'eus ket ganti da-da- c'hoari.  
Haà ! ma ne vijemp ket bet en iliz,  
War an teod-se me 'm ije laket tir !...  
Lakat da c'hoarzin kurust ha kloc'her,  
Daoust hag an dra-se zo eun dra d'ober !...  
Met an aotrou person, hep van ebet,  
A gendalc'h gant ofiz an eured :  
— « An eil d'egile roit ho torn deou  
« Mari, lakit, da Yann Vras e vizou. »  
— « Dioustu ! » 'mon-me. Mall am oa, paotred paour,  
Da rinkla war biz Yann eur walenn aour.  
Evit e staga betek ar maro...  
\*\*

A c'hell ober goap an nep a garo...  
Met selaouit... abaoe va eured,  
Me n' am eus kavet nemet eürusted,

C'hoant ho peus da c'houzout ? Mat, biskoaz Yann  
N'en deus d'in-me kredet lavaret « nann ».  
Diouz ar mintin... « Alo Yann, poent eo sevel ! »  
— Ya Mari !... O me ! Me jom war ar pell.  
— « Alo Yann, c'houez an tan ! Ya, ya, dioustu ! »  
Ha Yann a c'houez... ken a nij al ludu  
Hag ar moged dre bevar c'horn an ti,  
— « Yann, na c'houez ket ken krenv, sapristi !...  
Lak an dour da virvi 'vit ar c'hafe...  
Digas d'in va dijuni em gwele. »  
— Ya Mari. »

— Lak' ebars eun tamm lipig

Ha diou grampouezenn fritet war ar biling...  
— « Ya Mari ». Ha Yann a deu.

— « Alo, pôt

Hirio 'man an deiz da veska 'r ribot »  
— « Ya, Mari ». Yann a sko war an dien  
Dao ! dao ! dao !... ha setu amann melen !  
— Asa, Yann ! peus ket c'hoaz skubet an ti ?...  
Gff... ar boultron a strink betek va fri.  
— « Breman, Yann, kerz buan da c'hor'ar zaout ».  
Ne ve ket pell al lêz oc'h en em gaout...  
— « Gwelet peus ha vi zo gant ar yer ?...  
— « Ya, Mari; beb a zaou !!! »

— Sac'h ar bier !...

Ila roet peus biz d'al leueoubihan ?  
... Ya, Mari !... Hag evesle heb ehan...  
... « Alo, Yann, kerz d'ar park da labourat,  
Park ar poull eo tremen poent e arat...  
Gout a rez, Yann, evit ar melchen ru... »  
— Ya, Mari ! » Ha Yann a ya dioustu...  
Goudé labour an ti, me gar ken eaz,  
Koumandi d'am fried labour ar meaz,  
Rak, c'houi oar, er meaz ma renkfen senti,  
Yann a deufe d'ober e vestr en ti...  
Pa 'z an da laret da Yann dont d'aoza lein,  
E kouez ar beac'h adarre war e gein...  
— « Poent eo tenna an avalou douar...  
Klevet peus ?...

— Ya, Mari, n'oun ket bouzar,

Tennet e vint. »

— Te hado en o flas,  
D'an nevez-amzer heiz ha melchen glas.

— Ya, Mari. »

— Du-hont, Yan'i, e plas ar c'herc'h,

Petra 'n diaoul m'out sonj lakat warlerc'h ? »

— « Du-hont, Mari, me zonj e plantin pour...  
— Pour ? ginaouek ! Hag an teil ? hag an dour ?...

Ne ve ket gwelloc'h d'it lakaat panez,  
Bittarabec, irvin ha karottez ? »  
— Ya, Mari, graet e vo ». Ah ! paotred paour,  
Va gwaz d'in-me en deus eur galon aour...  
Pa vez deuet an eur da farda mern  
Yann a dap eun duilh blenchou 'barz ar bern,  
Pff ! fff ! hag ar yod silet war an tan,  
Eur yod dibouloud, ya! kreienen dindan  
Ha n'eo ket lesket, nann !... Ha pa zigouez,  
'Vel d'ar gwener, devez braz ar c'hampouez  
Yann a dapin endro d'ar pilligou,  
Endro d'an toaz hag endro d'ar skilhou.  
Rrr... eun taol spanel war ar boazerez  
Flip... eun taol rozal war al lederez  
Ziou... eun taol torch gant ar lardezen,  
Ha ma tronset gant Yann e grampouezenn...  
Hag an traou en-dro ken a say ar bern  
Krampouez... Chê ! daou droadad war ar stern...  
Ah ! ya me lavañ d'eoc'h, n'eus ket par d'am gwaz...  
Buan 'vat, n'it ket c'houi da glask trabaz :  
Kousta ' rafe tomm d'eoc'h, hag e rafe...

N'eus ket pell, e oa devez ar c'houez...  
— « Alo, m'oun-me, ret eo d'it mont d'ar ster !...  
— Ya Mari, mont a rin. » Peder gommer

Hag o doa teodou lemm en o ginou  
Oa krog o tistrabouilha dilhajou :  
Saik, Naïk, Chuli, Mari Janik...  
— « Sell, me Naïk, 'ma deuet Katellik ! »  
Non-den-distak ! dont da glask reo  
Ouz Yann !... Hop ! Yann a dap krog en o bleo,  
A zoub anê en dour... ha war o founs...  
Klak... Klak ! ar c'holvez a lop ken a vlouns...  
Ha... m'ho tesko, d'ober goap eus va gwaz !...

Hag en deiz all !... Yann oa aet gant an toaz  
Betek ar Vorc'h ha betek an ti-form...  
— « Sell ! Katellik ! me Chann Luch en he c'horn...  
Blaouf ! ! ! Yann Vras heb ober na daou, na tri,  
A strink da Chann eun tamm toaz kreiz he fri.  
Ha ! m'ho tesko d'ober luch d'am ozac'h ! ! !  
Yann, abaoue ' zo doujet... ha n'eus gwrac'h  
'Bet er barrez ha na garfe gwelet  
He gwaz o kemer skouer war va fried...

Ma fell d'eoc'h lakat ho kwaz da blega  
Kemerit skouer warnon-me da genta  
Grit ho mestr er park, grit ho mestr en ti  
Ha ho kwaz ne glasko nemet senti.

## HEOL PE LOAR

O loar, brao eo da liou ha da zremm a zo kaer;  
Met, siouaz, da vannou a skleria hent al laer,  
Da vousc'hoarz en e red a skoazell al loan gouez  
Ha na pet labous fall war c'her e forc'h ar gwez.

Ar c'hicher tavangnous, al logod mantell zu,  
Ar c'hi bras divergont a chalp dek eur dioustu  
Hag an askell-groc'henn a ya war nij a-dreux  
A c'hortoz ma savù, evit boulc'ha o reuz.

O loar, prinsesig foll, nann, ne vo ket te  
A choaso d'o bleina holl vignoned an de;  
Ar bleun, ar vugale ouzit o dor a gloz,  
Ken en do, d'ar mintin, an heol lazet an noz.

J. L'HELGOUACH. O.M.I.

### Ha galleg-saout adarre...

- Bonchour, Yvette.
- Bonchour tante Soaz.
- Où qu'il est ta maman ?
- Laver qu'il est allé.
- Où qu'il est allé laver ?
- Dans le poull ar foennog.
- Va lui dire donc que je suis t'arrivé.

GWIRBATER.

**" EUR GOUSTIANS HEP DOUE  
A ZO  
EUL LEZ-VARM HEP BARNER "**

Ra vez o meulet Jesus-Krist !... Bepred I



## Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

### SANT FRANZEZ HAG E VADOBEROURIEN

Va Breudeur ha va C'hoarezed ker,

Hon Tad sant Fransez a garas kenan e vadoberourien... Pa veze bet graet eur vad bennak d'ezan pe d'e Urz, e sante en e galon kement a anaoudegez vat, ma ne ouie mui penaos he diskouez a-zlavaez.

\*\*

Ar C'hardinal Ugolin, e vignon bras, a reas d'ar Vreudeur-  
Minored eur vad ha n'hell ket beza muzullet. Sant Fransez ne  
gomze anezan nemet gant doujans ha teneredigez :

« Hen eo hon Tad » emezan.

Pa skrive d'ezan, e lakae atao ar c'homzou-man e penn e  
lizer : D'an Aotrou Ugolin meurbet-enorus, eskob ar bed holl,...  
evel pa vije bet dija Pab, ha ma wele anezan tenval e benn  
gant prederiou e garg, e poagne da rei d'ezan kalon ha frealzi-  
digez.

Jaketta a Settisoli a zegemere Fransez hag e Vreudeur en  
he zi, pa 'z aent da Rom; eno e c'hellent diskuiza en o aes, evel  
Jezuz e Betani, ha debri kouignou amandez aozet d'ezo gant an  
Itron santel.

Evit diskouez d'ez i anaoudegez vat, ar Sant a gasas d'ez i  
eun oan bihan. Mat, an oan-se, evel pa vije bet desket gantan  
da garout Doue, ne vanke biskoaz da vont d'an iliz bep tro  
ma 'z ae e vestrez. Ma talee an Itron eur wech bennak da sevel  
diouz ar mintin, e chaloupe, e lamme dre an ti, e rae kement  
a drouz ma tihune anezai, ha, dre e vlejerez, e lavare d'ez i  
oa mall mont d'an iliz.

E koun eus sant Fransez, Jaketta a garas kenan an oanig,  
a zastumas e chloa bep bloaz gant ar vrasha evez hag a reas  
gantan eur sae da lakaat d'ar Sant evit mont d'ar bez.

\*\*

Hon Tad a rankas meur a wech mont da gaout ar vedisined. En o c'henver iveau en em ziskouezas doujus ha karantezus.

Eun dervez e oa klanv e zaoulagad hag e oa aet da Rieti da gaout eur medisin gouiziek-bras. Heman a zeue bemdez da gouent ar Vreudeur-Minored hag a rae war e dro gant ar vrasha aked.

« Mat-kenan eo hor Breur Medisin ouzin, emezan eun deiz d'e Vreudeur, ret eo pedi anezan da leina ganeomp hag aoz a d'ezan eur pred a zoare ».

Ne oa ket kaiz da lakaat war an daol, hag ar Breur kegigner en em gavas nec'h. Hogen, war c'houenn ar Sant, Doue a reas degas d'ar gouent kement tra a oa ret evit ober lid d'hor Breur Medisin.

Pelloc'h c'hoaz ez ae Fransez en e anadoudegez-vat. P'he deveze roet eur vaouez eur mab d'an Urz, e lavare « mamm » d'ez : « Ar wironez eo, emezan, hor mamm eo, pegwir he deus roet d'ezom eur Breur ».

Hag e tiskouez da holl vammou e Vreudeur ar vrasha hag an denera karantez.

Unan anezo, kouezet en dienez, a zeuas eun dervez d'e gaout. Fransez he selaozas gant madelez :

« Va Breur, emezan da Vreur Per a Gatan, ha n'hellfemp ket rei eun dra bennak d'hor Mamm ?

— Va Zad, a respondas Per a Gatan, ne welan ket petra a c'hellfemp rei; gwir eo bez 'hon eus aze eun Testament nevez hag en deus eun tammig talvoudegez, met n'hon eus nemetan, hag hon eus ezomm anezan evit kenteliou ar Matinezou, peogwir n'hon eus breviel ebet ».

Ar Sant a chomas eur pennadig dilavar, ha goude :

« Ro, emezan, an Testament nevez d'hor Mamm, evit ma chello, gant ar pris anezan, kaout peadra da zebri, rak unan eus ar gwirioneziou a zesk d'ezom an Testament-se, eo e tleomp kaout truez ouz ar re baour. Hep mar ebet, muioc'h e plijo kement-se da Zoue eget an holl genteliou a c'hellfemp lenn ».

« Setu, eme Tomaz a Celano, ar pez a c'hoarvezas gant ar c'henta Testament nevez a vije bet en Urz ... Fransez e-unan eo her roas da vamm unan eus hor Breudeur ... dre anaoudegez-vat ! »

Pebez madelez, pebez karantez !... hag, evidomp-ni, pebez skouer !... Evel hon Tad, heuliomp ervat gourc'henn bras Hor Salver : a-greiz hor c'halon, karomp Doue ha karomp hon nesa !

**HON ANAON.** — Sizun : Jeannie Miossec. — Enez-Vaz : Anjela Brest. — Lanouarne : Itron Beyer.

## EUN TAOL-LAGAD WAR VA BUHEZ :

diwar-benn an implij a ran eus va amzer.

1° An amzer a zo roet d'in gant Doue evit e anaout, e garout hag e servija... Hag an dra-se a ran gant va hini ?... Ha ne dremanet ket va amzer a-wechou gant traou a netra, ...gant traou noazus, danjerus, ...o pec'hi zoken marteze ?

2° Petra a vez ar miz-man evidoun ?... Eur miz a labouriou pouunner ?... Neuze e tiein kinnig da Zoue va foaniou ha va skuizder... Eur miz a ehan-labour, a ehan-skol ?... Neuze e tiein ober ganto evit sevel muioc'h-mui war-du an Aotrou Doue.

3° Marteze e c'hellen, e-pad eun nebeud dervezioù, tremen va amzer en eur retred, pell diouz an trouz, va-unan gant Doue ha va ene... Ha sonjet em eus betek-hen pegen talvoudus eo amzer eur retred ? Ha lakaet em eus em spered ober eur retred, ma c'hellan, evit sonjal gwelloc'h em silividigez ?

4° Jezuz a lavar e vo ret d'ezomp renta kont, da zeiz ar varn, eus pep ger didalvez... Allaz ! Nag a c'heriou, nag a oberou didalvez em buhez !... Ha bolontez start am eus, evit an amzer-dazont, d'ober eun implij mat eus va amzer ?

5° E fin e vuhez, sant Fransez a lavare : « Va Breudeur, stagonn preman d'an oberou-santel, rak betek-hen n'hon eus graet netra vat ! » Na pebez stad ne rae ket eus an amzer !... Ha me, ha n'eo ket poent d'in iveau lavarout kemend-all ha kregi da vat d'en em sanctelaat ?

## ALIOU TALVOUDUS

1° Ne gaver mui na skapulariou na kerdin.

2° Ma 'z eo aet fall ho skapular, grit unan nevez hoc'h unan gant n'eus forz peseurt danvez. Ne vezet ket ret her benniga.

3° Kerdin nevez a zo diaesoc'h d'ober. Ma n'hellit ker kaout danvez, oc'h dispanset da zougen ar gordennig. Grit ar pez a c'helloch !

4° Ma 'z eo uzet lasennou ho skapular, chenhit anezo hoc'h unan; kemerit re nevez n'eus forz peseurt liou. Ma 'ne gavit ket, dougit ho skapular evel ma c'helloch.

5° N'heller ket dougen ar skapular staget gant eur spilhenn nemet diouz ret, pa ne gaver ket a lasennou. A-hend-all e vez douget ... evel an holl skapulariou !

6° Ar skapular a vez douget atao. A-wechou koulskoude e c'heller hen dilezel ... diouz ret ha keit ha ma vez ezomm : pa vezer klanv, diouz an hanv evit al labouriou pouunner ha gwall-domm, evit mont da gaout ar medisin h. a... Diwall elevato da veza re laosk ha kemer ar skapular en-dro kerkent ha ma c'heller. Gwiskamant an Urz eo !

## PABED URZ S. FRANSEZ

En Drede-Urz ez eus bet eun niver bras a Babed, her gouzout a ra an holl; ar pez n'ouzer ket kenkoulz avat, eo an draman : eus menec'h ar Genta Urz ez eus bet savet pevar war gador sant Per; setu i aman :

Nikolas IV (22 C'houevrer 1288 — 4 Ebrel 1292). Hen eo a gurunas Charlez a Anjou, roue Sisilia (1289), a roas an Hongri da Charlez Martel a Anjou, hag a gasas Breur Yann a Vont-Corvin da brezeg an Aviel d'ar Chin.

Jul II (31 Here 1503 — 12 C'houevrer 1513); den kalonek, desket-kenan, mignon bras d'an arzou, ha gouiziek-tre war gentem tra a selle ouz gouarnamant an Iliz. Hén eo a c'halvas Bramante, Mikael-Ael ha Rafaël da sevel Penniliz Sant-Per hag a vennigas ar maen kenta er bloaz 1506.

Sikst V (24 Ebrel 1585 — 27 Eost 1590); den gredus, prezeger helavar, a reizas evit mat Breurieziou gouarnamant an Iliz e Rom hag a gasas da benn al labouriou war volzenn Penniliz Sant-Per.

Klemans IV (28 Mae 1769 — 22 Gwengolo 1774); a glaskas lakaat ar peoc'h etre an Iliz hag ar gouarnamanchou, a dorras evit eur pennad Urz ar Jezuisted (1773) hag a savas al lezenn a vez heuliet hirio c'hoaz evit ober sent nevez.

### TAOLENN AN INDULJANSOU. — GWENGOLO 1943

| Deiz | Goueliou                     | Indulj.     |
|------|------------------------------|-------------|
| 1 M  | P. E. Bernez a Offida, Kap.  | I. L.       |
| 4 S  | Santez Roza a Viterb (T. U.) | I. L.       |
| 8 M  | Ginivelez ar Werc'hez Vari   | A. J. I. L. |
| 17 G | Gouliou H. T. S. Fransez     | A. J. I. L. |
| 18 S | S. Jozef a Gupertino         | I. L.       |
| 24 G | S. Peoc'hus                  | I. L.       |
| 27 L | S. Elzear                    | I. L.       |
| 29   | S. Mikael-Arc'hael           | I. L.       |

Da zeiz bodadeg ar Vreuriez ha tri dervez d'ho choaz : I. L.

I. L. = Induljans leun; A. J. = Absolvenn Jeneral;  
T. U. = Trede-Urz.

HON OFERENN ar miz a vezo lavaret e kouent Rosgo d'ar gwener kenta eus ar miz 3 Gwengolo. Ni a bedo dreist-holl evit ar peoc'h hag evit ar brizonidi.

Imprimerie Commerciale de la « Dépêche de Brest »  
25, rue Jean Macé, Brest *Le Gérant : G. LEQUERAU.*  
*(Cum permisso superiorum)*

17<sup>th</sup> BLOAVEZ

HERE 1943

N<sup>o</sup> 10

# ARVUHEZ



# KRISTEN

N<sup>o</sup> P. C. 411

KELAOUENN VIZIEK

## **ADKOUMANANTCHOU**

Kouamanant ordinal : **20** lur

Kouamanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :  
**25** lur

### **Taolit evez mat !**

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, keleennadurez an Dreded-Urz.

## **KOUMANANCHOU**

1° Evit kouamananti a-nevez, roït atao hoc'h adress evel *ma oa war an niverenn diiveza*, ha ma vez ret, goulennit da-c'houde chanj anez.

2° Ma tigasit asamblez koumananchou hag adkoumananchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3° Skrivit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

### **SKRIVA DA :**

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »  
Couvent des Capucins  
C. C. 209-81 Nantes

ROSCOFF (Finistère)

## **Taolenn ar Miz**

|                                    | PAJENN |
|------------------------------------|--------|
| Jezuz-Krist hag e relijon.....     | 355    |
| Fatima .....                       | 357    |
| Paour-kaez syndik .....            | 358    |
| Santez Anna ha Nikolazig .....     | 360    |
| Amann... butun... ha karantez..... | 362    |
| Lizeri Annaig ha Jobig.....        | 364    |
| Sorc'hennou Yann Digredenn.....    | 366    |
| Piz bihan an Aotrou Person.....    | 369    |
| Fardon merc'ched an Ykam.....      | 370    |

— 355 —

Katekiz an dud vrás

## **JEZUZ-KRIST HAG E RELIJON**

### **PEDERVET LODENN**

#### **PENAOS BEVA KRISTEN.**

#### **II. - SIKOUR AR SAKRAMANCHOU**



ANT e c'halloud hag e gelennadurez, Jezuz en deus fiziet en e Iliz feunteuniou a vuhez, ar sakramanchou. Ar sakramanchou n'int ket hepken lidou da zigas sonj d'eomp eus gwirioneziou hor relijon pe da lakaout santimanchou mat en hon ene: bez' ez int ouspenn evel biniaviou da rei d'eomp buhez ar c'hras pa vezont rerevet er stad ma 'z eo dleet. Jezuz, a dra sur, a c'hell rei e c'hrasou evel ma kar; o rei a ra, e gwirionez, d'an holl dud a volontez vat; o chinnig a ra zoken d'enebourien. Met, ouspenn, staget en deus grasou eus komzou ha lidou, evit respont d'an ezomm a zo en hon natur d'en em servija eus hor skianchou, zokén en hor buhez dreistnatrur.

E pap pazenn eus hor buhez kristen e kavomp eur sakramant bennak, evit he rei pe evit he c'heski ennomp. N'hon eus d'ober nemet tostaat outan, digemer anezan. Ne c'helle ket Jezuz goullenn diganeomp nebeutoc'h eget an dra-se: kavout feiz, mennoz leal, bolontez vat, awalc'h eo evit tizout ar c'hras.

Doue eo a ro e vuhez dre ar sakramanchou ha Doue a lenn en eneou; ne c'heller ket e drompla. An neb a zeu da gofes hep kaout keuz d'e bec'hejou ne vez ket pardonet daoust d'ezan da reseo an absolvenna. N'eo ket ar sakramanchou eta mekanikou d'ober ar c'hras en despet d'eomp.



R c'henta sakramant a laka ac'hanomp da c'henel d'ar vuhez kristen: « *Ma ne c'hanit ket a-nevez eus an dour hag ar Spered-Santel, eme Jezuz, n'ho pezo ket rouantelez an nenv.* » Ret eo genel d'eur vuhez nevez arak labourat ha kreski; ar vadiziant eo a ro d'eomp ar vuhez divin-se. Eur berad dour skullhet war an tal, eun nebeut ar komzou: « *Me ho padet en ano an Tad hag ar Mab hag ar Spered-Santel* », ha setu roet ar vuhez dreist-natur d'eun ene.

An den badezet a zeu da veza ezel ar Christ, hag an dra-se evit atao, zoken pa zeu da ankounac'haat e ano kristen. Merket eo da viken gant Jezuz-Krist evit e vrass mad, rak merk ar c'hristen a ro gwir d'ezan war vadou bugale Doue: war ar sakra-

manchou all, war an holl c'hrasou ha sikouriou en deus ezomm da gaout evit reiza e vuhez nevez. Dre ar vadiziant, an den a zo pinvidik eus holl garantez Doue e Dad ha Jezuz e Vestr.

An eil sakramant a zeuy koulskoude da grenvaat ar vuhez-se pa vezou deut ar bugel da gennard. Ne dieer ket chom pell e mailhurou; ret eo kreski ha skedi ha difenn ar Christ hag e Iliz.

N'eo ket evitan e-unan eo e stourm ar soudard, met evit an holl dud dister a zo dindan e skoazell. Bez' hon eus, evel kristen, ar memes deveriou e kenver hon nesa. Er gwel eus ar garg-se eo bet savet sakramant ar Gonfirmasion. An eol laket war hon tal gant an Aotrou Eskob a ziskouez d'eomp ar gourenierien eolet o c'horf a-raok ar stourmad evit beza nerzus ha gwenv. Ar gonfirmasion a ro d'eomp ar Spered-Santel gant e holl zonezonou a sklerijenn hag a nerz.

**D**AUST da se, buan ez a war ziskar eur vuhez, zoken krenv, ma n'eo ket maget. El labour pendeziek e tispigner eun nerz hag a die beza raparet gant eur boued dinaon. Hevelep tra evit an ene. Ret eo stourm atao enep an techou fall, enep ar bed hag an drousk-spered evit ober penn-da-benn bolontez Doue ha tizout ar santelez; buan ez aer skuiz.

Aze dreist-holl eo e teu madelez hor Salver da sikour hor sempladurez. Evel ma kavomp bemdez bara da vaga hor c'horf, bemdez iveau mar karomp, e kavomp eur bara da rapari kollou hor buhez kristen: Sakramant an Aoter.

Ar santela eo eus an holl sakramanchou dre ma ro d'eomp, n'eo ket hepken buhez ar c'hras, met korf Jezuz-Krist e-unan evel magadurez, dindan spesou ar bara. « Va c'horf a zo e gwirionez eur bevanz; va gwad a zo e gwirionez eun evaj. Ma ne zebrit ket va C'horf, ma ne evit ket va Gwad, n'ho pezo ket ar vuhez ennec'h. »

Setu aze eta ar boued a fell da Jezuz e kemerfemp: bara, magadurez da zebri dre m'hon eus naon ha n'eo ket eur rekompagn. E spered hag e kalon Jezuz, allies, bemdez zoken, eo e tlefemp tostaat ouz an daol santel, evit kaout enni eun nerz nevez da zispign en e servij. Evit tostaat allies ouz an daol santel e vezou awalc'h d'eomp beza e stad a c'hras ha kavout eur mennoz leal da veza gwelloc'h warlerc'h ar gomunion eget araok. Seul-gaeroc'h e vezou hon ene da zigemer Jezuz, seul-vuioch a frouez e kavimp ennan.

Kompreñomp eta ar resped en deus an Iliz evit Sakramant an Aoter, hag an never o deus an holl gristenien, zoken ar vugale o deus an oad a skiant, da gomunia d'an nebeuta eur wech ar bloaz, da Bask,

## Fâtimä !!!

**B**ETEK-HEN n'hon eus ket bet komzet d'hol lennerien diwar-benn Fâtimä... Ha perak-ta ? C'hoant hor boa dispelega d'ezo burzudou kaer Fâtimä n'eo ket en eur pennad skrid bennak met en eul levr. Echu eo al levr-se... dindan ar wask eman.

Hep dale, fizians hon eus, e c'hellimp e ginnig deoc'h. Kaout a reoc'h ennan buhez an tri vugel, Lusia, Fanchig ha Jasinta, o deus bet an eurval da welout ar burzudou a reas ar Werc'hez e traonienn Iria, war zouarou parrez Fâtimä, er Portugal.

Ar Werc'hez Vari, Itron-Varia ar Rozera, he deus desket d'an tri vugel-se karout o chapeled, ha bemdez e lavarent anezan penn-da-benn.

Dre ar Portugal a-bez, miliadou ha kant miliadou a dud a heulia skouer an tri vugel hag a lavaras iveau o chapeled pendeziek.

A-benn eun nebeud bloaveziou, koulz lararout e pep famili, bemdez, e kouez holl dud an ti war o daoulin evit lararout o chapeled.

Hag ar chapeled a viras ouz an dispac'h, savet gant komunist ar Spagn, da ziroll iveau war ar Portugal.

Hag ar chapeled a viras ouz ar Portugal da veza beuzet iveau er freuz hag er reuz.

Hag ar chapeled a reas da Portugaliz meritout kaout e penn o bro eur c'christen eus an dibab, Salazar, en deus graet eus ar Portugal eürusa ha pinvidika bro a zo hirio er bed.

Hag ar chapeled, hirio c'hoaz, en deus diwaller ar Portugal diouz ar brezel.

Ni iveau, krogomp 'ta en hor chapeled.

Pedomp Itron-Varia ar Rozera !

AR V. K.

## ||| PAOUR-KAEZ SYNDIK ! |||

N'eo ket brao beza maer en amzeriou-mañ. N'eo ket kalz bravoc'h beza Syndik.

Eur Syndik a rank beza koulskoude. Al lezenn he deus savet ar « c'horporastionou », a ch'oullenn e vije eur Syndik e pep parrez.

Ar Syndik eo maer 'al labourerien-douar.

\*\*

Ar Syndik n'eo ket peurliesa eur politiker.

Araok ar brezel n'oa ket troet da glask mouezioù.

Gant e vicher edo.

He c'harout a rae.

Gouiziek e oa warni.

Komprenet en doa ne c'helle ar goueriadec beza krenv d'en em zifenn, nemet dre an emglio hag an unvaniez.

Den a goustians e oa iveauz.

Deuet mat e oa zoken — ne lavaran ket d'an dud keiz-se hag a vez daic'hmat glaourenn ar gwarizi e korn o muzellou — met d'an dud a skiant, d'an dud hag a oar petra ra talvoudegez eun den.

Ar Syndik n'eo ket bet o paea banneou nag o plada dirak den evit beza savet e karg.

Taolet eo bet ar samm d'ezan war e gein — en despet d'ezan kouiz lavaret, azechou — dre ma oa kavet ar barreka.

\*\*

Ha setu bremen e amzer wella o vont gant ar re all.

Bep sul ha bemdez eman riboulet e di.

A-greiz-pep-kreiz, eman direnket, savet diwar e labour...

N'eus ket eur glemmadenn gantan : e c'hoant eo renta servij d'an holl, divec'hia ar re a vez sammet dreist o galloud, kompeza an traou etre ar goueriadec hag ar pennou bras a zo du-hont er c'heriou, hag a fell d'ezo alies, eosti el lec'h n'eus ket bet hadet...

Ar syndik eo alvokad al labourerien en e barrez.

\*\*

**Paour-kaez Syndik !**

Nag a rebechou, koulskoude !

Ar gasoni, ar warizi, o deus koc'hennet ar sperejou, kaledet ar chalonou.

Pep-hini ne sonj nemet en e vad e-unan.

« Me a rank kaout kolo... Me a rank kaout ludu... »

Me, ha me, ha me atao !

Evel pa ne ve ket ar re all iveauz da gontanti.

Ret e vele d'ar syndik ober daou pe dri virakl bemdez evit kontanti tout an dud.

Siouaz ! Ar syndik ne ra ket a viraklou !  
Ha bec'h war ar syndik !

\*\*

Paour-kaez syndik ! Tro az pefe da fallgaloni, da stroba da garg ouz eun all.

Dalc'h atao !

En eun amzer ma 'z eus kement a dud n'emaint nemet ganto o-unan, te a ziskouez d'eomp e chom c'hoaz unan bennak, hag a zale'h feiz e komz Hor Salver : « Kement ho pezo graet d'an distera... Ho pezo graet d'in va-unan .

Dalc'h atao !

Istim eun den a skiant a dalv hiroch eget dispriz kant den sot. Hag an dud a skiant a oar talvoudegez da labour.

\*\*

Ha c'houi, labourerien douar, tud vat, n'en em lakin ket da harzal gant ar chas.

Ar syndik ne ra ket a viraklou ? Ha disonjet ho pefe ez eus brezel, omp bet trec'het, ez omp gwasket, emaomp dindan seul an estren ? Piou a zo bet penn-kaoz d'an darvoud-se ? Mat e vije hen digas da sonj da dud a zo !

Ar syndik ne ra ket a viraklou ?... Ha ma ne vije syndik ebet ?

Ma vije ret d'eoc'h piega da gement urz a zeu d'eoc'h eus ar bureoiou, a-berz kargidi ha n'ouzont netra eus stad an douarou hag an drevajou ?...

Ma vije ret d'eoc'h gwerza ho loened hag hoc'h eostou war brizion hag a vije graet hepken gant aotrouien ha n'ouzont netra nag eus ho poaniou hag eus ho mizou ?

Emaoc'h o lonka evel dour sklaer hag o skigna kement gaou a vez savet enep ho kwella mignonned !

Emaoc'h, hep gouzout d'eoc'h, o rei skoaz da wasa enebourien bo micher, a gemit plijadur o lakaat yenien etrezoc'h !

Kaout a ra d'eoc'h ta e vez difennet gwelloc'h al labourerien-douar gant ar ganfarted a zo o interest gwaska anezo, eget gant ar baysanted o-unan ?

Elec'h dispenn ho syndik, roit harp d'ezan.

Klask abeg ennan hag en e labour a zo kerzout da heul ar gomunisted hag an dispac'herien, ar re a ra an neuz da bokat d'eoc'h evit gwelloc'h ho mouga, ar re a zo bet o chacha ar c'har warnoc'h.

\*\*

Ar peoc'h a c'houennenner ?

Ar peoc'h a sav diwar al lealdeid hag ar garantez.

Biskoaz n'eus bet diouanet peoc'h gwirion diwar ar gasoni.

DIR-ENNAN.

# Santez Anna ha Nikolazig

Aman e welot penaos  
eo deuet Santez-Anna-  
Wened, pe Keranna, da  
veza eul lec'h ken brudet.

(Diwar levr an Aotroned)  
BULEON HA GARREC

PENNAD X

## AR BIRC'HIRINED GENTA

D'al lun, wardro an abardaez, eur sklerijenn dispar a leunias ar Bosenno hag a gelc'has dreist holl ar skeudenn vurzudus : meur a hini a welas kement-se kenkoulz ha Nikolazig. Er memes amzer e voe klevet trouz eur bobl diniver o kerzout hag o vont er Bosenno.

N'oa eno e gwirionez penn-kristen ebet; n'oa an trouz-se nemet eur burzud muioc'h da verka an amzer da zont.

En deiz warlerc'h, eun trouz heñvel a voe klevet en hevelep lec'h; en dro-mañ avat, an trouz a oa eun dra-wir.

Ar birc'hirined a zigouez a vandenn, n'eo ket hepken eus ar c'heriadennou tosta, met zoken eus ar parreziou pella.

Penaoe e oa aet ar c'helou betek enno ? Brud ar burzudou nevez digouezet, da gredi eo, a oa nijet gant an avel betek pennou pella Breiz-Izel, ma krede an holl, n'oa eno adarre nemet eur burzud.

Meur a hini a welas beza kuitaet o c'hér, en deiz zoken m'oa bet dizoloet ar skeudenn.

Hag ar birc'hirined-se, ne zeuent ket evit gwelout hepken, dont a raent avat da bedi ha da ginnig profou.

Ar pezliou-moneiz hag ar peziou-arc'hant a ruihe mesk-hamesk e-harz ar skeudenn goloet gant eul liennen wenn.

Fanch ar Bleaveg a redas d'e di da gemer eur skabell hag eur plad stean a lakaas e-kichen ar foz evit reseou ar profou.

Evelato, ar c'helou eus ar pez a dremene er Bosenno a redas dillo betek ar vourc'h ha betek ar person, ha droug-bras ennan, e kasas raktal an Aotrou Thomideg, e gure, da lakaat fin d'ar gomedienn-se.

Ar c'hure a zigouezas er park, kounnaret kenañ; war-eün ez eas d'ar skeudenn hag e ruihas anez hag e foz; hag o trei warzu

ar skabell, e reas d'ez i mont er vann, arc'hant hag all, gant eun taol troad; an arc'hant a yeas diwar-herr da ruilh amañ hag a-hont dre ar park.

Neuze e reas rebechou c'houero d'ar paour-kéz Nikolazig, o veza m'oa, emezan, penn-kaoz d'ar pez a c'hoarvez. Evit echui e lavaras d'an holl birc'hirined, dreist holl d'ar re a oa eus Pluneret, distrei buan d'o c'hér dindan boan da veza distaget diouz an Iliz : « Beleg ebet, emezan, ne roio d'eo'ch an absolvenn ma chomit er park-mañ, ha m'ho peus an hardisegoz da zistref ».

An holl a oa spontet gant gériou-kastiz ken taer ha ken rust.

Nikolazig avat, ne ziskouezas tamm ebet beza glac'haret; ne lavaras ket eur ger, ha sioulik, e soublas da zastum ar profou fulilhet war an douar gant taol troad an Aotrou kure. Dastum a rae an arc'hant kenta a zeue d'ezan da sevel ar chapel.

En deizou warlerc'h, e teuas adarre eur bern tud hag o niver a gendalc'h da greski bemdez.

V. S.



## Bugale ha yaouankizou

lemitt

ho p'uenn !



Er Miz a zeu e kavoc'h aman danvez kenstrivadeg arc'hatekiz

Eur genstrivadeg a vezo

evit ar vugale (betek 14  
vloaz echu)

Eur genstrivadeg all

evit ar baotred hag ar  
merc'hed yaouank (betek 20  
vloaz echu).

Priziou eus ar re gaera a zo da c'hounit.

## AMANN... BUTUN... HA KARANTEZ

---

(Istor wirion degouezet e kement korn eus ar vro, ken allies ha bemdez.)

KENTA TAOLENN. — E kér Vrest, en eur gambr. — Eur famih : GUSTAV, ERNESTIN, hag o fevar bugel : YANNIG, MARI, PERIG ha LIZIG.

GUSTAV, o lakaat tan war e gorniad-butun diweza. — Ya, bremailk e vez gellet lakaat adarre ar c'horn er sanailh evit pemzek dervez! Ne veze két echu pelloc'h ar brezel-mañ!

ERNESTIN. — Lavarout mat a ch'ieillez. Dizale ne vezou mui kavet netra, zoken eus ar pez a zo ret evit beva!

PERIG. — Mamm, eun tamm bara-amann d'in, mar plij.

MARI. — D'in-me ive, Mamm.

ERNESTIN. — Eus a belec'h, bugale geiz, e roin eun tamm bara-amann d'eoc'h! N'eus ket eun tamm amann en ti. Dimerc'hher diweza, mamm n'he deus kavet netra war ar maez! Goullo oa va zac'h o tont d'ar gér, n'ho peus ket soñj?

PERIG, adarre, kreñvoc'h. — Mamm, eun tamm bara-amann d'in! Me am eus naon!

LIZIG (daou vloaz) a stag da leñva, hep lavarout grik.

ERNESTIN, o kemer aneri war he barlenn. — Petra 'zo, va dousig? Ro peoc'h, va mignoun. Te 'zo eur verc'hig vat!

LIZIG a gendalc'h da glemm...

ERNESTIN. — Mantrus eo, er memes tra! Gwelout bugale geiz o lefiva evelse... gant an naon.

GUSTAV da Ernestin. — Petra 'zo c'hoarvezet pa n'eus bet roet netra d'it en dro ziweza e ti Job ar Porz?

ERNESTIN. — Petra? Ar pez a c'hoarvez gant kalz re all, siouaz, en dervez hirio!

\* \* \*

EILVET TAOLENN. — E STANG-AR-C'HOD, MARIANNA AR PORZ, ERNESTIN.

ERNESTIN. — Deiz mat d'eoc'h, Marianna! Oc'h echui da gempenn an amann emaoch evit doare! Eul lur a c'helloc'h rei d'in adarre, mar plij?

MARIANNA. — Marteze, ya. Petra oc'h eus da rel d'in en e lec'h?

ERNESTIN. — Petra, va maouez kaez! Met netra ebet; gouzout a rit erva n'em eus na yar na bioc'h, na kenwerz na danvez dilhad em c'hér. — Nemet poan divrec'h va gwaz a zigasfen d'eoc'h!

MARIANNA. — Mat, diwar hirio, ne dalvezo ket ar boan d'eoc'h dont betek Stang-ar-C'hoad, ma ne zegasit ket ganeo'ch eun tamm marc'hadourez bennak da rei evit an amann.

ERNESTIN. — Petra neuze ho peus c'hoant da gaout?

MARIANNA. — Eur pakad butun, ma karit.

ERNESTIN. — Met va gwaz a zo butuner ive, hag a zo re verr gant e lodennig!

MARIANNA. — Mat, hag e tilezo e vutun, m'en deus c'hoant da gaout amann. Eur pez kaer avat! Pe ma kavit gwelloc'h, degasit d'in eul lur sukr; peogwir hoc'h eus kalz bugale, gant ar pez a resev ar re-mañ bep miz, eo aes d'eoc'h lakaat eur guchenn a gostez.

ERNESTIN. — An dra-se, avat, biken! Kentoc'h e varvin vanan gant an naon eget tenna digant va bugale ar bevañs a zalc'n anezo war o zreid, hag a ch'ell c'hoaz ober eun tamm plijadur d'ezo!

MARIANNA. — Evel a garoc'h! An dud all a ra evelise! D'in-me n'eo ket gwasoc'h hen ober ive emechans.

ERNESTIN. — C'houi zo kristenez, kouliskoude, eveldoun-me, a gav d'in.

MARIANNA. — Oh, ya, avat; en oferenn hag er gousperou e vezan bep sul, ha va gwaz a zo renket e-touez an dud aenor er barrez!

ERNESTIN. — ! ! !

\* \* \*

TREDE TAOLENN. — An Aotrou Person, er gador-brezeg d'an oferenne-bred, er barrez e lec'h m'eman Stang-ar-C'hoad !

Va Breudeur ha va C'hoarezet kristen,

...« D'eur Juzeo hag a c'houlenne digantañ eun dervez, pehini oa ar gourc'henn kenta eus al Lezenn, Jezuz a respontas :

— Ar gourc'henn kenta eo hemañ — : « Te a garo Doue eus a greiz da galon, gant da holl nerz... — Hag an eil gourc'henn, par d'ar c'henta, eo : « Te a garo da nesa eveldout da-unan... — Gant ar merk-mañ, e vezan anavezet, e-touez an dud all, ar gristenien, va diskibien ha va mignon, ar re ne vezint ket nac'het ganen dirak va Zad : « En em garout a rint an eil egle. »

Petra a zoñjt a gement-se, Marianna, c'houi hag a zo niver er vro-mañ hag e lec'h all ? Daoust ha kristenez oc'h, evel ma lavarit ?

FALC'H-AR-PRAD.

*Lizer Annaik  
d'he c'hender Jobig*

Prad al lann, 17/9/43.

Va c'hender ker,



Da lizer diweza a zo atao war va spered... « Chom war ar maez... ar merc'ched a zo kaoz ma vez dilezet ar maeziou... » Ha youc'h adarre war ar merc'ched! Emechans e vez desket estreget an dra-se deoc'h en Ykam... Chom war ar maez... aes eo hel lavarout. Met n'hellomp ket chom tout war ar maez. En tiegeziou m'eo enno niverus ar vugale ar baotred a vez da genta o kuitaat ar maeziou evit mont da vartolod, archer, soudard, darbarer... ha me oar!...

Piou a gredie o zamal? Gounit a rankont o boued. Hag ar merc'ched neuze, petra raint?

Anaout a rez an Droadeien eus ar Vilin-Avel. C'houec'h merch a zo ha tri mab. Ar c'hoza a zo ano d'ezan da zimezi er gér. Petra 'raio e c'hoarezdi? Merc'ched int hag o deus bet o iod digant Doue... yeched, spered, kalon da labourat... merc'ched laouen, marvailherezed ha koantik awalc'h da soda eur paotr yaouank...

Ne c'houennfent ket gwelloc'h eget chom war ar maez... met evit dimezi e ranker beza daou... ha kaout pozision... Dimezi? Pa 'z eus kement-all a baotred yaouank en harlu, kement-all war var da vont kuit? Ha kaout pozision ken ker all m'eo pep tra? Ha da ch'ortoz n'eo ket yaouankaat eo a raper... Setu aze ar gudenn.

Petra raio ar merc'ched-se hag eur bern all henvel outo? Chom da goza war ar maez? Mont da servija? Ken aes all ha m'eo beza matez war ar maez! Da genta war sav diouz ar mintin, da ziweza er gwelioù diouz an noz goude beza bet a laz-ki a-hed an deiz. Piou a sonj he deus ar plac'h-se eur spered da vaga, eur galon graet gant Doue evit karout? Ne vez taolet evez outi nemet ouz he c'horf e ve mar deo yaouank ha koant...

Ha neuze chom da goza e ti an estren, sevel bugale ar re all pa vez bet hunvreet kaout bugale d'eo an unan, te 'gav d'it eo plijadurus? Arabat beza souezet ha goude ma sayfe c'hoant ganto, pa gavont tro, dimezi d'eur micherour eus kér, d'eur martolod pe d'eun archer...

Aes eo tamall ha rebechi, Jobig...

Sell, c'houi paotred yaouank, n'oc'h nemet tud dall ha digompreñ, pe, ma welit sklaer, n'eo ket eur galon hoch'eus en ho kreiz, met eur mæn.

Echui a ran... Aon am eus na laverfen diotachou d'it... gant an droug a zo ennoun... Te koulskoude a zo eur paotr mat ha karan-tezus... gouzout a ran.

D'it a galon bepred. Pedompa an eil evit egile.

ANNAIG.

*Respong Jobig d'e geniterv Annaig*

Koad-fao, 25/834.

Va c'heniterv ker,

Hop ala! Dirollet mat out en taol-man. Ne ouien ket ez poa kement a imor. Lavarout a rankin da Ber an Dreou digeri mat e zaoulagad ar arok dimezi ganez, hen hag a lavar out dous evel eun danvadezig.

Mat az peus graet disamma da galon koulskoude... ha brao eo troet da grampoezenn ganez. Gwir eo ar pez a skrizev d'in... Met n'eus bet ano ganez nemet eus ar plac'hed yaouank a rank kuitaat ar maeziou abalamour n'o deus pozision ebet... Ya, met hag ar re all?

Ha Mon ar Vengleuz? eur ganfartez anez — her gouzout re a rae — klevet ez peus petra he deus respontet da Jakou ar Veuzit? — « Evidoun-me, emezi, ne chomin ket war ar maez, n'eo ket eur vuhez eo! Goro ar saout, bresa pri, ober gwelien epad an deiz hag awechou c'hoaz mont d'ar park... O! va ivinou kaez, penaos e vijent! ha draillha brezoneg betek va maro! non mias alors? Me a rank kaout unan hag a zo dindan ar gouarnaman pe e chomin plac'h yaouank! »

Ha bet e sac'h da Jakou... hag e lavari e oa ret da Von kuitaat ar maeziou?

Ha Chan ar Gwaziou? Maro he breur er brezel eo chomet pennherez gant eur plas eus ar re gaera. Mat, aet eo gant eur c'higer eus kér. Beza eun itronezig e ker, aze edo he c'hlenved!

« Mat, a lavari-te, m'he devoa joa outan! » Outan eo sur, muioch'a joa he doa ouz ar plas...

Kao breman da ober eun dro d'ar Gwaziou hag e wel i ar chenchant a zo deuet en daou goz. N'int ket mui ar memes tud. An tad ne vez mui gwelet e nep lec'h nemet en oferenn da sul. Chenchet eo evel eun all en e blas. Ano a zo ganto da werza... da lezel estranjouren da zont war an douarou m'eman ar familh warno ouspenn tri c'hang vloaz a zo. Ma vije bet dimezet er gér, Chan a vije bet gant he gwaz unan eus an tiegeziou o defe dalc'het ar barrez war he zu...; he buhez a vije bet talvoudek o rei d'he zud eur gozni laouen hag o tont da vezia mamm eur rummad nevez a labourerien kalonek, nerz hag enor ar vro...

Hag e lavari d'in e oa ret da Chan ar Gwaziou kuitaat ar maeziou?

Ha breman, Annaig, klask digareziou all evit trei kein da Ber an Dreou ha mont gant Saig ar Ch'renn. Gra evel a gari avat... d'ar friko ez in n'eus forz penaos.

Kenavo, ha ganez a galon. Pedi a ran evidout

JOBIG.

## Sorc'hennou Yann Digredenn

# AN ILIZ

An Iliz, eme Yann, n'eo mat nemet da ober aon d'an dud ! Rei a ra da gredi eo rust an Aotrou Doue hag eman an Ifern prest d'o lonka ma ne sentont ket.

Digas a rez da sonj d'in. Yann, eus eur paotrig 12 vioaz hag a gave d'ezan eo ar c'houez, an avel lakaet e rodou eur wetur-dre-dan eo he lakae da rediek war an hent. Ar paotrig-se n'oa nemet 12 vioaz, e skiant a oa ken bihan hag e oad; e-lec'h hini Yann !

Neuze e kav d'it, Yann, eo dre aon ha dre aon hepken eo a labour an holl vicherourien, an holl labourerien, dre aon da goll o fias pe o houmanant ?

Dre aon eo e kemer mammou hor bro kement a boan hag a breder da sevel bugale, da virout na rafe netra diouer d'ezo, da ober anezo bugale grefiv, bugale fur, bugale vat ? Dre aon rak piou ? rak o friejou, rak o amezien ?

Dre aon eo e sent ar vugale, dre aon int karantezus er gér, eveziant hag aketus er skol, dre aon hepken rak ar vaz pe an torch ? Allo ' ta ! Lavarit d'ezo kement-se hag e klevoc'h o respont :

— « Aon ? Nann avat. Ober a recomp'-hol labour dijipot ha didroi-dell. Gwin eo, eur wech an amzer marteze, e sonjomp petra zigouezfe gameomp ma ne rafemp ket hon dever. Eur stlabez enkrez a ziwan en hor c'halon, met n'eo ket an enkrez-se eo a ra d'eomp bale. N'omp na sklavourien na chatal mut ha ne gerzont nemet pa vez ar fouet war o ler.

Ni a zo tud, tud hag o deus eur goustians hag a ra diouti. Awalch' eo d'eomp kaout an digoll a deu da heul an never graet penn-da-benn, ha graet mat. An digoll-se a zo eul levenez, eun eurusted staget gant Doue ouz al labour hag ar sentidigez. »

N'eo ket aon eo a ra an iliz d'an dud; n'o c'has ket gant eur skourjez. Diskouez a ra d'ezo hepken ar pal da dizout : ober bolonetz Doue, gounid ar baradoz.

Bugale an Iliz a sent, nann dre aon, met dre zever ha dre garantez.

**DRE ZEVER.** — Doue eo hor c'houer ha krouer ar bed; ni n'omp ha ne d'eomp beza nemet servicherien, da bep hini e lod da ober, skorzellet dalch'mat gant eur mestr ha ne ro da zen re vech da zougen.

**DRE GARANTEZ.** — Rak Doue a zo tad, dreist pep tra; eun tad leun a garantez, a largentez evit e vugale.

N'hon eus aon ebet da gaout rak « hon Tad a zo en nefiv », na rak hor mamm an Iliz santez. Aon ebet, karantez avat.

Klevit Sant Yann : « An hini ne gar ket, ne anavez ket Doue, rak Doue a zo karantez. »

— « Ma oufen e ve em c'halon eun n'eudenn ha ne veje ket da Zoue, he diframma a rafen raktal », eme Sant Fransez a Sal.

— « Va Doue, va holl ved » n'ehane da lavarout St Fransez a Asiz.

Gwelit ' ta ar plac'h yaouank-se, gened ha danvez d'ez, meulet ha karet gant an holl. Eun deiz e lavar kenavo a-grenn d'he danvez, d'he zud, evit gwiska sae al leazened hag e tremeno he buhez o'ch ober wardro ar re baour hag ar re glaiv. Goulennit ' ta diganti ha dre aon eo he deus graet an dra-se ?

Goulennit ' ta ouz ar visionerien hag o deus dilezet pep tra, treuzet ar moriou evit kaz sklerijenn an Aviel d'ar baganed, ha dre aon eo e reont kement-se ? Allo ' ta !

Ne lavaran ket ne deufe ket aewechou an aon da sikour ar c'christen da ober tra pe dra, po da virout outan da goueza. Pell ' zo en deus lavaret ar Spered Santel eo « an aon boulech ar furnez ».

Evelse an aon rak ar c'hlified a ra d'eomp teurel evez war hor yec'hed. Evelse iveau, gant aon da goueza, e sellomp pelec'h lakaat hon troad. Evelse c'hoaz, gant aon da vez a gourdrouzet, e tiwallomp da fazia. N'eo ket, evelato, an aon rak ar c'hlified a ra d'eomp chom yach, na kennebeut an aon da goueza eo a ra d'eomp chom en hor sav.

Hor sikour ne ra ken.

An aon rak kastiz Doue, rak am Ifern, ne ro ket a nerz d'ar c'christen d'ober ar mad ha d'en em ziwall diouz an droug. N'eo nemet eun taol skoaz, eun taol fouet d'e sempladurez. An aon n'eo nemet eur servicher; ar mestr, eur mestr karantezus, eo Doue, ha war an douar an Iliz. Senti outo gant karantez a zo eun enor hag eul levenez dispar.

Ar gristenien a bleg d'ezo war o daoulin, gant doujans, hep aon, hep mez.

MELEGAN.



## Ar sul ... ar sul ... ar sul !!!



Ar sul eo dervez an Aotrou Doue,  
ha marteze evidoc'h...  
ar sul eo dervez an diaoul !

Ar sul eo dervez an ene,  
ha marteze evidoc'h...  
ar sul eo dervez ar c'horf !

Ar sul eo dervez ar bedenn,  
ha marteze evidoc'h...  
ar sul eo dervez ar pec'hed !

Ar sul eo dervez ar baradoz,  
ha marteze evidoc'h...  
ar sul eo dervez an ifern !

Ar sul a zo da Zoue; na laerit ket an Aotrou Doue.

## E LANDERNE

# E un dervez pinvidik

**D**ERVEZIOU pinvidik eo bet dervezioù kendalc'h ken-vreuriez ar brezoneg e Landerne d'ar merc'her ha d'ar yaou 1 ha 2 a viz gwengolo.

Holl e ouzomp eman krog mat er vro klenved an divrezonega. Ar perak anezan a zo bet displeget piz e Landerne. Penaos dont a-benn da barea ar vro a zo bet displeget ken piz all ha n'eo ket gant komzou helavar met goullo, evel ma vezet boas d'hen ober e kendalc'hioù a zo.

Ar genvreudeur o deus remedou ha n'eo ket avel eo a zo enno... A bep seurt a zo anezo... Holl avat e vezint mat, m'hel lavar deoc'h. Vertuz a vez enno, peadra da astenn pell-amzer c'hoaz buhez ar brezoneg hag a zo deuet ar mare d'e noui a lavar lod.

An heritourien, pa lennint ar pennadig meuleudi-mañ a val-bouzo : beleien ha kloareg hepken a oa bet pedet d'ar c'hen-dalc'h. Gouzout a reont ober gant an ezansouer, anat eo.

Ha padal, unan eus ar gendalc'hidi ne oa na beleg, na kloareg, ne oa ket bet kurust zoken, medesin ne lavaran ket hag e car eta, dre vicher, eun draig bennak eus ar c'hlenvetou hag ar remedou.

Ha setu perak e lavar d'an heritourien : « Na brenit ket dilhad-kanv. N'eo ket warc'hoaz e varvo ar brezoneg.

Mall e gas

Zo diaes da ziblas.

L. LOK.

Daou levr nevez gant R. Hémon

Geriadur brezoneg-galleg

ha

Kleier eured

O gouennit digant o levrier.



## PIZ BIHAN AN AOTROU PERSON

**A**N Aotrou Person a ra hirio e brezegenn diwar-benn ar sentidigez.

— « Va breudeur ker, emezan, c'houri a vez lorc'h ennoc'h pa lavarit ez oc'h mestr en ho ti. Met piou a zo mestr e gwirionez ? Pehini ac'hanoc'h n'eo ket bet ret d'ezan plega, eur wech pe wech, d'e hanter-diegez ?

Ken gwir eo, va breudeur ker, ma roin tout va fiz bihan, hag int erru dare em liorz, d'an hini a zeuio da lavarout d'in, e zorn war e galon, n'en deus sentet ouz e wreg biskoaz. »

Diouz an abardaez, goude ar gousperou, e wel an Aotrou Person eman Yann An Higenn ouz e c'hortoz war dreuzou porz ar presbital, hag eur sac'h gantan en e zorn.

— Te eo, Yann ?

— Ya, Aotrou Person, deuet oun da gerc'hat ar piz bihan.

— Ola vat, Yann ! Te n'az peus biskoaz sentet ouz da wreg, gwech ebet ?

— Feiz, nann, Aotrou Person, biskoaz !

Kaer en devoe ar beleg, diskredik, goulenn hag azgouleenn, ne voe ket evit lakaat Yann d'en em zislavarout. Biskoaz n'en devoa sentet ouz e wreg.

— Mat, Yann, deomp d'al liorz neuze. Da sac'h a zo ganez ? Diskouez 'ta ! 'Meus aon e vezo gwall vihan ar sac'h-se !

— Bihan e vez sur, Aotrou Person, met petra 'fell deoc'h ? C'hoant am oa kemer unan all brasoc'h, met va gwreg eo, pennek evel ma 'z eo, he deus lakaet ac'hanon da gemer heman... »

Eur werennad chistr en devoe hor Yann digant an Aotrou Person. Ar piz bihan avat a chomas e liorz ar presbital... Ha Yann, lostok, a yeas d'ar ger gant e sac'h goullo.

## Furnez ar re goz

Evit plijout d'an holl  
Eo ret beza fur ha foll.

**Pardon merc'hed yaouank an "Ykam"  
er Folgoad (25 Gouere 1943)**

Aet eo bet ar maout gant ar merc'hed... war a gonter. Kaeroc'h eo bet o fardon eget hini ar baotred yaouank. N'ouzon ket... Ar pez a ouzon avat eo int bet dispar an eil hag egile. Ar baotred yaouank o deus kaset deoc'h « lodig ar pardon » o rei deoc'h an tanva eus o frezegennou... Ar merc'hed a fell d'ezo beza ken brokus all.

\*\*

Mari Vezo eus a Bloueskad a gomz d'he mignonezed eus al lorzh a die beza enno dre ma 'z int labourerez-douar; eus ar garantez a dileont maga evit ho micher...

... Kuitaat an douar a zo beza truhard, beza digalon hag ouspenn beza diskiant...

Pebez rann-galon evit eun tad, pe eur vamm, hanter dorret o chorf gant o labour, kievet o bugale o lavaret d'ezo o deus c'hoant « dixerit » ar gear. Evito o deus bet kaiz poan, a nebeudon o deus prenet ar park-man, ar foennog-se, hag e sonjent : « hor bugale n'o devezo ket kement a boan ». Ha pa deu fin an dervez, gwennet o bleo, e kichen an tan, e leveront an eil d'egle : « Hunvraet hor boz eur gozni eurus, e kichen bugale vihan, hag el lec'h kement-se, tud estren a deuio en ti a garemp kement ! ya pebez rann-galon evit ar re-goz !

Kuitaat an douar a zo ouspenn beza diskiant. Selaouit-ta endro deoc'h : an holl o deus aouzomp. Fa hor beus c'hoant da chom a zav, n'hor beus autre ebet da c'houlienn digant den. Mistri war hol labour, ni a grog pa garomp, hag atao e ouezomp evit plou e labouromp. Gwir eo, al labour a zo tenn. Emaint erru an dervezion a chouezek eur Labour. Petra ra kement-se pa ouezomp emaomp o tastum danvez bara evit an holl, zoken evit Hor Mestr Jezuz.

Kuitaat an douar, dilezel ar maeziou, daoust ha n'eo ket mervel eun tam ? Petra vo hon dervezion, ma ne glevfemp ket ken « kan diudius al labouset, sut ar voualc'h kan an costig, hini an draski ar boc'h-ruzig ? » Eun dra a vankfe d'eomp, ma ne glevfemp ket mui kleier hor parrez, o ch'hervel a'hanomp da bedi DOUE; hon henchou hadet a groaziou savet gant hon tadouz a ziskouez d'eomp hent ar gear, hent ar Baradoz.

... Ni er J. A. C. hon eus desket karet an douar hag a boanio da zeszki d'ar re all hen ober iverz. Hon tud koz a lavare « Re goz eo an douar evit ober goap anezan... Karomp ta anezan, plac'het yaouank, respektomp anezan... karomp hor maeziou ha kanomp kaerder hor maeziou. \*

\*\*

Yvonne Abiven eus a Bloueniel a gomz dreist-holl d'ar merc'hedigou yaouank, d'ar grennardez...

« Ennec'h c'houi, merc'hedigou yaouank, ennec'h c'houi hag ho peus hirio etre pevarzek ha seitek vloaz, ennec'h c'houi hon eus fizians evit kendalc'h gant al labour hon eus boulic'h, poania evit ma save war maeziou Bro-Francs ha war maeziou Breiz, merc'het yaouank yach'ha pur o ch'halon, merc'het yaouank a vez o gwelet o lintra war o zal evel ar skend eus tenzoriou kaer o ene kristen.

Ni hon eus poaniet evit beza ar merc'het yaouank-se, poagnit, c'houi iverz, ha deuit d'hon heul.

Ni, ho c'hoarez bras, ni iver hon eus bet an oad ho pens, ha ni oar, koulz egodoc'h, pegen nec'het e vez awchou ar plac'hig yaouank, nec'het gant he spred, nec'het gant he c'halon, nec'het gant he chorf. Deach' martez, plac'hig yaouank, ez edos c'hoaz er skol dibreder ha disours.

Hirio emaout war dachenn al labour, en ti, endro d'an ti, er park, pe martez o teski eur vicher bennak... Chenchamant a zo deuet en da vuhez, en da zoare-beva, en da labouriou... ha martez out evel kollet e-kreiz an holl chen-chamanchou-se... Martez a wechou, e-kreiz da labouriou, da unanig, e sav ganez, n'ouzon ket peral c'hoant koll kalon, c'hoant fall-galoni ha martez zoken c'hoant lenva...

Arabat d'it en em lezel da vont; sav da benn, sav da zaoujagad, sav amezo uhel-anel hag e wili tour da iliz-parrez. Hag e teuio sonj d'it ez eus endro d'an tour-se, mere'hed yaouank all, kosoc'h egodent, da c'hoarez bras, a zo oc'h astenn an dourz d'it evit pedi a'hanout da zont d'en en renka e Y.K.A.M. (pe er J.A.C.) Klev'a anezo o lavaret d'it : plac'hig yaouank, deus ganeomp ha ne vez i mui da-unan, deus ganeomp hag e vez sikouret da gemerout an hent mat evit beva eur vuhez kaer, eurus, laouen ha pinvidik dirak ar vro ha dirak an Aotrou Doue.

\*\*

Ya, abaoe ma 'z out deuet eus ar skol, ez eus deuet kalz chen-chamanchou en da vuhez. Chenchamant a zo deuet en da gorf. Henvel eo ouz eur rozezn, c'hoant d'ezzi dispaka he deliou dirak heol tomm ar vuhez... Kreski a ra ar chorf-se, kaernat a ra iverz, krenvoc'h krenva e santez ar vuhez ennan. Ha bras awale'h out bremen evit gouzout ez eo da gorf eur feunteun a vuhez, ez co eta eun tenzor pinvidik-mor a rankez belha warnan gant evez ha gant karantez.

Bez resped evit da gorf, plac'hig yaouank. Ha seul vui az pezo, te da-unan, resped evit da gorf, seul vui iverz ar re all o devezeo resped evit.

Chenchamant a zo deuet iverz en da spred. Evel naon ha sec'het a zo deuet d'ezan bremet. C'hoant en deus gouzout eur bern traou... Met taol evez ! Arabat d'it maga anezan gant n'eus forz petra. Arabat d'it, evit deski ar pez az peus c'hoant gouzout, arabat d'it mont da glask ar romantou hag ar revuion mare'had mat gant o goio livet brao. Dindan o gwiskamant lintrus ez eus kuzet eun naer, eun naer binin, a zo e anoi al luksur hag a denio buan da flamma hag da laza d'it da ene.

Da blec'h eta, plac'hig yaouank, ez i da glask sklerijenn ? Digant plou ez i da c'houlienn deski d'it ar pez a rankez gouzout ? Digant da vamm da genta. Arabat kaouit aon kaozeal ouz da vamm. En he c'halon he deus espernet komzou sklaer ha karantez a zegaso en da spred ar sklerijenn hag ar peoc'h.

Kea iverz, hep aon, da gaout ar beleg. Evit beza tad an eneou, evit beza tad da ene, en deus kuitaat pep tra, dre garantez evit Hor Salver. Da gaout plou c'hoaz e chelli mont pa vez nec'het ? Met da gaout da c'hoarez kosoc'h, da gaout da c'hoarez eus an Y. K. A. M. (ar J. A. C. F.)... En o anoi d'ezo holl e chellan lavaret aman : plac'hig yaouank deus ganeomp, dorn ha dorn, kalon ha kalon ni a valeo ganez war hent kaer ar vuhez

Chenchamant a zo deuet iverz en da galon. Da galon iverz a zo kresket. Ha ken bras eo deuet da vez ma sav c'hoant gant an a'hanout awchou mont aman pe a-hont da gestal karantez. Gwechall e kavez karantez awale'h er gear, e-kichen tad, mamm, breudeur ha c'hoarez. Hirio e santez e rank karet mutioc'h, he deus c'hoant da galon en em rei d'eun dia vras bennak, d'eul labour kaer bennak a chello en em rei d'ezan kement ha ma karo.

Al labour-se pehini eo ? An emgleo savet a ratzo kaer evidoc'h hag anvet e galleg « les Semeuses de France ».

Mont dre ar vro, dre ar barrez, dre ar c'harter en eur hada karantez, en eur hada levenez, en eur hada parentez, ha ne gay ket d'it, plac'hig yaouank, e veze hounnez eur vicher gaer, eul labour hag a laka ar galon da dridel ?

Ar vro a gont warnoc'h, plac'het yaouank. Gouzout a rit pegen trist eo he stad... trist n'eo ket abalamour m'o deus naon ar chorfou, met abalamour

m'o deus naon an eneou. Mankout a ra d'ezo feiz, esperans ha karantez. Eost ar vertuzion kristen e kalonou tud hor bro, an eost-se eo hon eus da bresbari. Hag an eost a vez preparet oc'h hada, sklaer eo.

Deuit eta ganeomp, merc'hedigou yaouank, hor c'hoarezet bihan,... deuit d'hon heul oc'h en em lakaat e engleo « Les Semeuses de France ».

Ha neuze, warc'haoz, e welimp o skedi e daouarn kement plac'h yaouank a zo e Breiz eur fleurenn lugernus, eur fleurenn peder delien d'ez, eur fleur-renn a vo skrivet war he deliou ar chomzou-man : dispont, pur, seder ha salver, (fières, pures, joyeuses et conquérantes) ...

Hag Ar Werc'hez Vari i veilho war ar fleurenn-se, peogwir e vez bremaik d'ez. Ya beilha a rao warni evel m'he deus beilhet war al lilienn gaer diwanet gwechall war bez Saljaun ar Foll. \*

\*\*

**Yvonne Le Gall** eus a Blabennee a gomzas d'he mignonezed eus ar burentez... ar burentez-se hag a vez gwelet o para war eur plac'h yaouank p'he devez ar plac'h yaouank-se resped eviti he-unan ha pa laka ar re all da gaout resped eviti...

« Ar plac'h yaouank, eme Yvonne Le Gall, a vez alies penn-kaoz ma n'en em zalc'h ket mat ganti ar baotred yaouank. Eur plac'h yaouank hag a oar en em zerc'hel a vez aato respect. Ne vez ket lavaret dirazi ar marvaillhou groz a vez lavaret dirazi ar strouihenn penn-skant.

C'hoant hor eus, merc'hed yaouank, sevel eur tiegez kristen, n'hellimp hen ober nemet ma sikouromp ar baotred yaouank a zo endro d'emp da vaga en o c'halonou ar mennoziou santel a drid ganto hor c'halonou-ni. »

\*\*\*

Ha breman, merc'hed ha paotred yaouank, bec'h adarre d'al labour evit ma skedo dre Vreiz banniel glas an Ykam, gant e cheriou stur « dispont, glan, seder ha salver ». \*

\*\*\*\*

## Ha brezoneg-saout en taol-man !!!



Marijanig a zo deuet d'an ti-kêr... Droug bras a zo enni ha disac'ha a ra he imor dirak ar sekretour... C'houec'h miz a zo eman o c'hortoz eun tiked evit eur botou-lor nevez... Ma n'eo ket eur vez !


Ar sekretour, evit terri d'ez he imor, a respont d'ez :

— Bep miz e vez degaset d'emp eur « c'hontingent de bons » hag ar « c'hortoz » a vez « repartisset » gant an Aotrou maer, met n'hell ket rei « satisfaction » da tout an dud, ha roet e vez da genta da re o deus kartennou « de priorité ».

— Awalc'h, eme Varianig, ne gomprenan netra en ho prezong uhel. Anat eo n'ho peus ket c'hoant rei netra d'in peogwir e rit goap ouzin.

GWIRBATER.

Ra vezou meulet Jesus-Krist !... Bepred !



## Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

## EVIT GOUEL S. FRANSEZ

Va Breudeur ha va C'hoarezet ker,

Tostaat a ra gouel hon Tad hag hor skouer, sant Fransez a Asiz.

En eur familh e vez aato laouenidigez, pa dosta gouel an Tad... Ni iveau eta, bezomp laouen hag en em breparsomp d'ober eus ar 4 a viz Here eun deiz bras, eun deiz santel dreist-holl!

\*\*

### A-RRAOK AR GOUEL...

Arabat ankounac'haat nag an naved da sant Fransez nag ar yun gourc'hennet gant ar Reolenn d'an 3 a viz Here... (d'an 2 er bloaz-man abalamour d'ar sul).

Evit an naved, kemerit en ho levrig-dorn eur bedenn da sant Fransez ha lavarit anezhi bemdez gant feiz ha karantez eus ar 25 a viz Gwengolo d'ar 4 a viz Here, pe, ma karit, grit, enenor da sant Fransez, eun naved komunionou.

Ma n'hellit ket yuna d'an 2, gouleñnit kuzul digant ar beleg Rener pe digant ho Tad kofesour ha grit eur binijenn all bennak diouz ho toare.

\*\*

### DA ZEIZ AR GOUEL...

Heuilhit ervat oferenn ar Sant, grit eur gomunion santel en e enor, kasit meuleudou d'ezan, pedit anezan evidoc'h hoc'h-unan, evit ho Preuriez (ar re veo hag ar re varo), tremenit an deiz en e serr, sonjitet ervat er skouerioù kaer en deus lezet ganeoc'h ha prometet d'ezan e poagnoc'h da gerzout eveltan war hent ar santelez. Evit-se emaoch en Drede-Urz!

E meur a Vreuriez e vez lavaret Oferenn ar 4 a viz Here gant ar beleg Rener evit ar Vreuriez. Eun dra vat-kenan eo

gement-se, ha ret e vefe da Guzul ar Vreuriez en em glevout war ar poent-se gant ar beleg pell a-raok.

**GOUDE AR GOUEL...**

lakit da dalvezout ar grasou kaer ho pezo bet digant sant Fransez.

Evit petra emaoch'h en Drede-Urz ?... Evit kemer skouer diwarnan, evit en em zistaga eveltan diouz follenteziou ar bedman ha beva eveltan e karantez Doue hag an nesa.

Miz Here a zo evidoc'h evel ar penn kenta eus eur bloaz nevez; n'eus ket gwelloc'h amzer evit kregi da vat e labour ho santelez ha kerzout war roudou sant Fransez.

Kemerit eta e vuhez, lennit anezzi piz ha gant ar vrasha evez, lakit douz en ho spered ar sonj eus e vadelez, e garantez, e binijenn, e baourentez, e c'hlanded, e zouljans evit an Iliz, e izelevez, e levenez kristen, e zouster hag e habaskted... ha grit eveltan!

Ar pez a vank d'eoc'h ar muia eo anaout ho Tad... Ma anavezfec'h anezan, e klaskfec'h muloc'h beza henvet outan... Lennit hag adiennti eta e vuhez... Goude an Aviel, n'eus levr ebet hag a diefec'h studia evel al levr-se!

En eur ger, va Breudeur ha va C'hoarezed ker, a-raok, da zeiz ha goude gouel sant Fransez, grit kement a zo ret evit ma vezo evidoc'h eur gouel santez ha frouezus.

« O Fransez, Tad eürus, eus lein an Nenv, taolit eur sell warnomp ha pedit evit ar boobl hoc'h eus dibabet, evit ma servijo an Aotrou Doue atao dirazoc'h !

**ALIOU S. FRANSEZ D'E HOLL VUGALE**

O Breudeur meurbet-karet ha Bugale benniget da-viken, selaouit ac'hanoun, selaouit mouez ho Tad : Traou bras hon eus prometet, hogen re vrashoch'choaz a zo prometet d'emp. Miromp ar re genta hag huanadomp war-lerc'h ar re-all.

Ar blijadur a zo berr, poaniou an ifern a bado da-viken.

Poaniou ar bed-man a zo skanv, gloar ar Baradoz n'he devo muzul ebet.

Kalz a zo galvet, nebeut a ya betek ar penn; an holl a resevo hervez o oberou.

**EUL LEVRIG-NEVEZ : KANTIKOU AN DREDE-URZ**

Eul levrig-nevez a zo deuet er-maez eus ar wask en desped d'an diouer paper : Kantikou an Drede-Urz... Priz : 3 fr... dre ar post : 3,50.

**BENNOZ S. FRANSEZ DA VREUR LEON**

« Ra vezoch'h benniget gant Doue ha ra viro ac'hanoc'h. ... Ra ziskouezo d'eoc'h e zremm ha r'en devezo truez ouzoc'h. Ra droto e zremm war-du ennec'h ha ra roio d'eoc'h e beoc'h. Breur Leon, ra vezoch'h benniget gant Doue ! »

Breur Leon, « danvadetig an Aotrou Doue » a oa glac'haret ha broudet gant an diaoul.

« A! emezan, ma c'heillfen kaout eur skrid bennak digant Fransez, me a zo sur e vefen buan disammet.

Fransez, sklerijennet gant Doue, a gemit kerkent eur baprenn, a skriv warni ar c'homzou emaomp o paouez lenn hag a gas anezzi da Vreur Leon... Ha, war an taol, setu ma teu heman da veza ken dinech'h ha ken laouen ha biskoaz.

Dre zaouarn sant Fransez, ra gouezo iveau bennoz Doue war hoil Vreudeur ha C'hoarezed an Drede-Urz, war an holl Vreurezou hag o beleien renerien, war an holl novised ha profesed!

**EUN TAOL-LAGAD WAR VA BUHEZ: diwar-benn an dristidigez**

1° Hon Tad sant Fransez a oa eun den laouen... Daoust ha kemer a ran skouer diwarnan ?... Ha n'oun ket douget kentoc'h d'an dristidigez ? Ha n'oun ket techet da gemit pep tra ha pey den dre an tu fall hag an tu enep ?

2° E-kreiz trubuilhou ar vuhez-man, ha klasket em eus maga ennou ar fizians en Aotrou Doue, ar garantez e-kenver an nesa hag ar basianted em c'henver va-unan ?

3° Dre an dristidigez, an diaoul a glask dale'hmat va lakaat da fall-galoni ha da zilezel va deveriou... goure'hennou Doue..., va Reolenn. Ha taolet en deus evez war gement-se ?

4° N'eus netra ken kontrol d'ar spered kristen ha da spered sant Fransez hag an dristidigez... Eur c'hristen, hag eun tredead dreist-holl, a dle rei d'e nesa ar skouer eus eun ene laouen hag eus eur fizians hep muzul e madelez Doue. Ha roet em eus ar skouer vat-se ?

5° Ar miz-man, — miz sant Fransez, — a ro d'in an tu da sonjal ervat en e vertuziou, en e spered, en e levenez..., da lenn e vuhez, e Reolenn... Ha troet mat oun da gerzout erfis war e roudou ?

**HON OFERENN AR MIZ a vezo lavaret e kouent Rosgo d'ar gwener kenta eus ar miz 1 Here... Ni a c'houlenno dreist-holl ar c'hras da veva diouz an Aviel ha da gerzout evel H.T. sant Fransez war roudou H.S. Jezuz-Krist. Pedi a raimp iveau evit ar peoc'h, ar skoliou kristen, ar c'hoerdiou bihan ha bras.**

## AR C'HOARIOU NOAZUS

Eur wech paket e smala gant an dug d'Aumale (1843) ha trec'het e vignoned, ar Varokaned, en Isly (1844), Abd-el-Kader a rankas, er bloaz 1847, piega d'ar Jeneral de Lamoricière hag a voe kaset da Doulon, ha da choude da Bau ha da Vordel, e-lec'h ma voe roet d'ezan eun degemer kaer gant an Aotrou 'n Eskob Donnet.

Eun deiz e voe pedet da vont d'ar c'hoariva:

« Deuit ganin, Aotrou 'n Eskob, emezan.

— N'hellan ket mont, a respondas an Aotrou 'n Eskob d'ezan.

— Met ma n'hellit ket mont, c'houi, me n'hellan ket kennebeut ! »

Mont a reas evelato.

Antronoz e oa trist ha tenval e benn. An Aotrou 'n Eskob a choulennas outan perak e oa ken glac'haret.

« Allas, emezan, pech'et em eus ! Aet oun d'ar c'hoariva; n'em eus ket komprenet kement tra a zo bet lavaret; va daoulagad avat o deus gwelet kalz re a draou fall ! »

Hag e pinijenn, Abd-el-Kader a yunas e-pad daouzek dervez!... Pebez kentel evit meur a gristen!

Lennit piz ho Reolenn (pennad II, § 2) :

« Breudeur ha C'hoarezed an Drede-Urz a dec'ho, gwella ma c'hellint, diouz ar gouelioù divoder ».

### TAOLENN AN INDULJANSOU. — GWENGOLO 1943

| Deiz                                                 | Gouelou                         | Indulj.  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 2 S                                                  | An Aelez mat (yun)              | IL.      |
| 4 L                                                  | H. T. S. Fransez                | A.J. IL. |
| 5 M                                                  | Gouel Anaon Urz S. Fransez      | IL.      |
| 6 M                                                  | Stez Mari-Franseza ar 5 Gouli   | IL.      |
| 10 D                                                 | S. Daniel hag e geneledd        | IL.      |
| 11 L                                                 | Gouel ar Wer'hez Vari Mamm Doue | IL.      |
| 12 M                                                 | S. Serafin                      | IL.      |
| 19 M                                                 | S. Per a Alkantara              | IL.      |
| 26 M                                                 | D.E. Bonavantura Botenza        | IL.      |
| 30 S                                                 | D.E. Ael a Akri, Kapusin        | IL.      |
| 31 D                                                 | Ar Christ-Roue                  | IL.      |
| Da zeiz bodadeg ar Vreureiz ha tri dervez d'ho choaz |                                 | IL.      |

IL. = Induljans leun; A.J. = Absolvenn jeneral.


Emprimerie Commerciale de la « Dépêche de Brest »  
25, rue Jean Macé, Brest  
Le Gérant : G. LEQUERAU.  
(Cum permisso superiorum)

17<sup>me</sup> BLOAVEZ

DU 1943

N<sup>o</sup> 11

# ARVUHEZ



# KRISTEN

N<sup>o</sup> P. C. 411

KELAOUENN VIZIEK

## **ADKOUMANANCHOU**

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn)  
**25** lur

### **Taolit evez mat !**

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, keleñnadurez an Drede-Urz.

## **KOUMANANCHOU**

1<sup>o</sup> Evit koumananti a-nevez, roît atao hoc'h adress evel *ma oa war an niverenn diweza*, ha ma vez ret, goulenit da-choude chanj anezzi.

2<sup>o</sup> Ma tigasit asamblez koumananchou hag adkoumananchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3<sup>o</sup> Skrivit pep tra fraez, aes da lenn ha da entent.

### SKRIVA DA :

/ Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »  
Couvent des Capucins  
C. C. 209-81 Nantes      ROSCOFF (Finistère)

## **Taolenn ar Miz**

|                                           | PAJENN |
|-------------------------------------------|--------|
| Eneou ar purgator .....                   | 379    |
| Miz Du .....                              | 380    |
| Jezuz-Krist hag e relijion .....          | 381    |
| Eun eured kaer hag eur friko divalo ..... | 383    |
| Evidoc'h tadou ha mammou .....            | 385    |
| Kenstrivadeg ar chatekiz .....            | 386    |
| Lizeri Jobig hag Annaig .....             | 388    |
| Santez Anna ha Nikolazig .....            | 390    |
| Sorc'hennou Yann Digredenn .....          | 392    |
| Breiz o kana meuleudi d'ar Werc'hez ..... | 394    |

## **ENEOU AR PURGATOR**



*Spontus eo ar maro...*

*Ha spontusoc'h e veje c'hoaz ma ne veje purgator ebet.*

*Sonjitz 'ta... Ma ne veje, da eur ar maro, dirak an den paour a sant e vuhez o teuzen e wazied, nemet daou hent digor, hini ar baradoz hag hini an ifern... sonjitz 'ta pegen skrijus e veje.*

*Piou a gredje lavarout eo didamall awalc'h e goustiañs, naet awalc'h e galon, dinamin awalc'h e ene evit gellout mont war-ein d'ar baradoz?*

*Met ma n'hell ket mont war-eän d'ar baradoz, ha ma n'eus purgator ebet, ne chom mui gantan nemet hent an ifern.*

*Dre garantez ha dre drugarez evit ar paour-kaez den pec'h er en deus an Aotrou Doue gaet eur purgator.*

*Eno, eme ar Sent, e tremen an holl eneou, koulz lavarout.*

*Hag an eneou-se, dre o nerz o-unan, n'hellont mui bremañ berraat amzer o finijenn.*

*Er purgator n'emañ mut an eur na da goll na da c'hounid.*

*Deuet eo ar mare da renta kont ha da baea an ale. Ha pacet e rank beza betek an diner diweza.*

*Amzer binijennus ar purgator a c'hell evelato beza berraet.*

*Ha qant piou 'ta? Gant ar gristenien a zo c'hoaz war an douar-man.*

*Eneou ar purgator a zo iverz eus famili vras ar gristenien. Hag en eur famili ar vugale binvidik a c'hell dont da denna an dienez diwar ar breur pdour ha reuzeudik.*

*Ha digalon e vefent ma chomfent hep hen ober, dreist-holl ma c'hellont hen ober hep en em baouraat tamm ebet.*

*Mat, o tont war sikour eneou ar purgator, n'hon eus d'en em zizoer eus pinvidigez ebet. Ar chontrol eo. En em binvidikaat hon unan eo a reomp o rei aluzen da anaon ar purgator.*

*O verraat amzer o finijenn e verraomp amzer hor pinijenn...*

*An hini a vezoz bet trugarezus a gavo trugarez.*

**DRADEM.**

# MIZ DU

Deiziou kenta miz du  
 A zispleg a bep tu  
 Mantell ganvus ar maro;  
 Falch' dir an Ankou dall,  
 Falc'her kriz ar bed all,  
 A son klemmus ha garo.

E kalon an den paour,  
 War e vuhez disaour  
 E skuih anken ha glac'har,  
 Ma tro e sellou gleb  
 Warzu Salver ar bed  
 Tachet war groaz ar C'halvar.

War askell an avel,  
 Dreist ar gwez diskabel,  
 Ingat, ingal, ar c'hloc'h bras,  
 Evel deliou melen  
 O ruilh diouz ar wezenn,  
 A strink kaon e daoliou glaz.

Ar barrez en he fez  
 Deden net gant ar bez  
 A ya dillo d'an Iiz;  
 Eno e vo pedet  
 Evit an tremen et  
 Penn-da-ben ar Sakrifis.

Ha goude an ofern  
 E vo tud a vil-vern  
 Dre ar vered daoulinet.  
 War vleuniou ar beziou  
 E redo an daelou,  
 Daelou ha dour benniget.

Daoulinet war ar vein  
 Pleget gantan e gein  
 Pep himi a lavaro :  
 « Aman en douar yen  
 « En eul liñser hepken  
 « Me' gousko gant ar maro. »

Laoenanig Breiz.

## Katekiz an dud vrás

### JEZUZ-KRIST HAG E RELIJION

#### PEDERVET LODENN

##### II. - SIKOUR AR SAKRAMANCHOU (kendalc'h)

**E**R vuhez kristen, kement hag e buhez ar c'horf, ez eus klenvejou hag a ziskar ar yec'hed : an techou fall hag ar pec'hejou, hag etouez ar re-man, ar pec'hejou hanvet marvel, dre ma roont taol ar maro d'an ene en eur zistage anezan diouz Doue.

Neuzez zoken ez eus c'hoaz louzeier evit an ene. C'hoant Jezuz eo ne dafe den da goll eus ar re a zo bet fiziet ennan gant e Dad. Ne zilez ket eta ar bec'herien goude o fec'hed; mont a ra war o lerc'h da ginnig d'ezo e c'hasou evit ma tistroint davetan leun a c'hlac'har.

Aman adarre eur sakramant a sikour ar pec'her da zistrei wardu Doue : Sakramant ar Binijenn. Jezuz en deus roet d'e ebrestel ha d'ar velein ar galloud en doa e-unan da bardoni ar pec'hejou. A dra-sur, pardoni a c'helle Jezuz o fec'hejou d'an dud hep o c'hlavout pegwir e ouie pep tra. Met ar beleg a zalc'h e lec'h ne oar ket ar pec'hejou graet, ne c'hell ket eta o barn hep beza o c'hlavet. Ret eo eta kofes. Ret eo kofes gant lealded hep lezel a gostez pec'hed marvel anavezet ebet.

Er gador-gofes ne ra ar beleg nemet derc'hel plas an Aostrou Doue; hep kofesion leal, hep keuz gwirion, hep bolontez da rapari ha da virout diouz ar pec'hed n'eus pardon ebet a-berz Doue. Met da heul eur gofesion vat e c'hell ar peoc'h diskenn en ene, da heul an absolvenn roet gant ar beleg, rak distroet eo gras Doue, buhez Doue en ene-se.



**P**A zeu ar c'hlavet d'hor skei ni a gav eur sakramant all d'hor chonforti en hor stourmadou diweza a-raok an tremenyan, sakramant an Nouenn. « Ra zeu hor Salver dre an nouenn-man ha dre e druez tener da bardoni d'eo'h an holl bec'hejou hoc'h eus graet dre ar gweled, dre ar c'hlavet... hag all. »

Ar pardon eo a zigas an Nouenn evel ar Binijenn, eur pardon leun eus ar pec'hejou hag ar poaniou a c'helle beza staget outo. Gant ar pardon e restao ar peoc'h, ar fizianis e Doue, muloch-mui a vuhez dreist-natur en ene, eun nerz nevez evit gourinou diweza an tremenyan. Dousaat ha skanaat a ra zoken awechou poaniou ar c'horf.

Evelse, eus ar c'havell d'ar bez e wel ar c'christen o stoui wardu ennan karantez tener ar C'christ, e vestr hag e Salver.



AVET en deus c'hoaz ar C'christ daou sakramant all, unan evit ar re en deus dibabet da vont e stad ar velegiez, unan all evit ar re a gemer hent ar briedelez.

Edoug an holl amzeriou e tibab Jezuz ebrestel evel m'en doa graet pa oa war an douar. Gervel a ra da vont davetan dre gaer. An neb a glev e vouez en em laka en e servij hag e servij e vreudeur. Servij diaes allies, rust koulz lavarout atao, abalamour d'ar sakrifisou, d'ar poaniou a gaver ennan, abalamour iveau d'an eneou a zo da respont evito, da gelenn ha da santelaat.

Evit ma vez ar beleg e rez ar servij-se, sakramant an Urz a ro d'ezan galloud da ginnig sakrifiz an oferenn, da bardoni ar pec'hejou, da santelaat an eneou, ha grasou puilh da c'hollowout kas e labour da benn.



Sakramant ar Briedelez, d'e dro, a zeu da venniga ha da santelaat unvaniez ar priejou kristen. Goude m'o deus lavaret o « ya » dirak ar beleg da zevez an eured, an daou bried eo kresket o buhez divin ha kennerzet o ene evit holl deveriou o stad.

N'eo ket levenez ha douster hepken eo a gaver er briedelez, kargou pouunner a gaver iveau; ha ret eo beza kalonek evit o dougenn holl : evit beza feal an eil d'egile, feal a galon, a gorf hag a spered, evit en em c'houzanv, evit en em sikour an eil egile da veza gwelloc'h kristenien, evit digemer gant joa ar vugale digaset d'an ti gant Doue, evit sevel ar vugale-se en eun doare kristen hag ober outo sent pe sentezed evit ar baradoz. An holl deveriou-se a choulenur eur spered a binijenn hag a feiz, eur wir garantez, eur fizians da vont betek ar pal; sakramant ar Briedelez a ro ar sikouriou-se d'an daou bried kristen.



Kom'brenet evelse, ar vuhez kristen n'eus ket da sponta dirazi. E pep stad a vuhez, adalek ar vadiziant betek an nouenn, e kaver sikouriou da glota ouz an deveriou, sikouriou pourchaset gant hor Salver e-unan ha lakaet gantan etre daouarn e veleien evit beza rannet d'an dud fidet.

Daoust d'an naontek kant vloaz tremenet abaoe m'edo hor Salver war an douar, n'hon eus ket avi da gaout ouz tud e amzer. An Iliz a ra hizio ar pez a rae gwechall ar C'christ evit rei e c'hrasou.

Bezomp din eta eus hon ano a gristen hag eus hor buhez divin.



## Eun eured kaer hag eur friko divalo !



imbalat laouen a ra ar c'hléier...

**B** Eun eured a zo hirio... ha setu, du-hont, an dud nevez o tont gant an hent bras.

Er bourk eman an holl war o api... evit gwelout ar yaouankizou o tremen. Ar vugale a zo war ribl an hent... ar merc'hed yaouank bodet e-tar an noriou, ar merc'hed

koz a-drevy o frenestr o plada o fri ouz ar werenn.

Ar wazed avat n'o deus ket tec'het diwar o labouriou... N'int ket ken fri-furch-se!

Tregermi a ra ar maeziou gant ar c'hléier war vole. Gouzout mat a ra ar c'hléier e vez hirio digolet eus e boan... Pedet eo da vont d'ar friko. Diouz klevout ar c'hléier e ousez mat peur e vez pedet ar c'hléier d'ar friko.

Setu tud aq eured o tont en iliz.

Fichet eo houman evel d'ar pardon bras... kaeroc'h zoken...

Pallenou war leur an iliz..., kadoriou voulouz dirak an daol-santel..., pallennou war leurenn ar c'heur..., ha war an aoter bleuniou diouz an druih... Ha beleien leun ar c'heur... ha kan ha muzig leun an diskouarn. Na pebez eured gaer!

Ar brezeggenn a voe graet gant eur beleg diavazez.

Pebez prezegenn gaer, a lavare an dud. Her gouzout a rit, prezegennou ar veleien diavazez a vez atao kavet bravoch eget re beleien ar barrez.

D'am sonj d'in me, ne oa ar brezeggenn-se nemet eur brezeggenn mat da lakaat e pod ar soubenn.

Ya, ya, mat da lakaat e pod ar soubenn!

Ha perak 'ta? Feiz 'vat, abalamour ne oa enni nemet kaol pome. Kaol evit ar plac'h nevez ha kaol evit he c'herent, kaol evit ar gwaz nevez ha kaol evit e gerent... kaol evit ar familh ha kaol evit ar barrez...

Pa lavarlan deoc'h, eur brezeggenn kaol-pome tout!

Ar seurt prezegennou-se a blii d'an dud.

Ha Monig ar Bisac'h, maeronez ar plac'h nevez, en eur zont eus an iliz, a lavare gant eur genou treflez: « ché, pebez eured gaer! »

Goude an eured, setu ar frikol

Araok kuitaat ar vered ez eas kouskoude an dud nevez da lavarout eur bedennig war vez o zud varo. Ar ch'iz a zo c'hoaz.

Disonjet o doa avat dont d'ar servich kanet evit o anaon araok an eured.

N'eman ket ken ar c'hiz.  
Ha breman yao d'ar friko da Lesneven.

Pebez friko treut! Pebez friko seach!

Berr an debri ha berr an eva.

Ha kalz bolontez vat en dese ranket lakaat an hini a veze deuet achano gant re gofad.

Gwir eo emaomp o veva en eun amzer griz ha gwelloc'h eo ober friko louet... skany d'ar chof ha skany d'ar yalc'h.

Koulskoude, gant aom n'o dese an dud kavet re dreut ar friko e voe lardet hemañ gant kanaouennou.

Ar re-mañ avat a oa eus ar re zrusa.

Ha bez 'e oa anezo n'eus forz pegement... ken druz ha ken druz an eil hag eben.

Eiskoaz em buhez — ha koulskoude em eus klevet dija meur a wech ar goukok o kana — n'o devoa va diskouarn klevet soniou ken divalo.

Eur paotr yaouank diskramailh eo a zislonke ar moc'herez-se.  
Ha ma veze paet d'ezan mil lur an taol n'en dese ket o c'hanet gant muioch a galon.

N'ouzon ket e pe scurt poull-hanvoeze e oa bet o pesketa soniou ken hudur.

Eur chainerad leun a oa anezo... soniou galleg tout.

Ouz e glevout, eun nebeud merc'hedigou yaouank a ruzie gant ar vez, met an darn vrasa anezo a c'hoarze leiz o genou hag a lonke



...gant dudi

e selaouer

ar c'haner

loustoniou..

gant dudi sotoniou lous ar c'haner groz.

Meur a hini zoken a leunie ar c'haler en eur fic'hellat.

Ar gerent, an dud en oad, a rae an neuz da veza bouzar... ha kerent an daou briod yaouank a rae kement-all.

Den ne gredes stanka e veg d'an diskramailh a lampon.

Den ebet!...

Ha ne oa eno nemet tud a relijion, kristenien eus an dibab war o meno.

PETROMIK.


## EVIDOC'H TADOU HA MAMMOU !

### Eun ael e oa Yannig !

Evit e gerent, Yannig a oa...  
eun ael!...

E gwirionez eur paotrig mat  
e oa bet, ...savet en eur skol  
gristen, ...desket mat gantan e  
gatekiz, ...aketus da lavarout e  
bedennou, da vont d'an oferenn,  
da dostaat ouz ar sakramanchou.

Evelato, ma oa bet eur paot  
nist, ne oa ket eun ael... Ezomm  
en doa da vez diwallet... evel  
an holl vugale all... Ha war an  
dachenn-se, siouaz, e gerent ne  
comprendent ket o dever... O mab  
a oa eun ael!... N'o doa son  
ebet da gaout evitan!



Eun dervez, pa voe deut d'an oad a bennzek pe chouezek vloaz  
bennak, e prenjont d'ezan eur velo, ...hag hen en hent!... Da  
belech? Gant piou?... Ne ouient ket ha ne gredent ket o doa ezomm  
da derri o fenn gant ken nebeut a dra.

Bennoz eta e vez gwelet ar paotr yaouank o vont... da bournen!

Da sul e kendalehas c'hoaz eur penhad mat da vont d'an ofe-  
renn... evit ober evel ar re-all... Diouz an abardaez avat e lezas  
prim ar gousperou a-gostez, hag en em lakaas d'ober e vab prodig;  
darempredou fall, c'hoariou noazus, tavarniou... mezvent, hag all.

An tad hug ar vamm a oa atao sarret o daoulagad. Evito, Yannig,  
a gendalc'h da veza... eun ael! Eun dervez, koulskoude, e weijont  
daou archer o tont d'o zl... Diwar-benn Yannig eo e tennet... Eur  
vuhez fall a rem gant kamaladed eveltan... O lañez e oa bet asambiez  
ganto, ...bazadou a oa bet etrezo da choue. ...ret e oa bet d'an  
archerien mont da lakaat ar peoc'h etrezo, ...ha breman edont o tont  
da lavarout d'ar gerent e vije d'ezo respont evit o mab, rak n'en doa  
c'hoaz nemet 18 vloaz bennak.

Faour-kaez kerent!... Sabatuet e chomjont... I hag a grede start  
e oa ho mab < eun ael >... Digeri a rejont erfin o daoulagad, met re  
ziwezat!... Pell 'zo e oa aet < an Ael > da zioul... ha dre o faot e oa!

Ar c'hatékiz bihan nevez  
a zo embannet.

N'ens het biskoz kinniget d'ar vugale kaeroc'h levig egel

**« Va c'hatékiz bihan »**

### Evidoe'h bugale

## Kenstrivadeg ar c'hatkiz

### Goulenn kenta.

Petra eo eur c'christen ? Petra eo eur paian ? Peseurt kemm a zo e-trezo ? Daoust hag an holl gristenien à zo sur da vont d'ar baradoz netra nemet dre m'int kristenien ? Petra o deus da ober evit beza salvet ?

Daoust hag an holl baianed a zo sur da vont d'an Ifern, netra nemet dre m'int paianed ? Ha bez' ez eus kalz paianed war an douar ? Penaos e c'hell ar vugale dont war sikour ar baianed ? Petra rit c'houi evito er gér pe er skol ? Penaos e c'hell an dud vrás sikour ar baianed ? Petra vez graet en ho parrez evito ? (10 poent).

### Égil gouleñn.

Ha komprenn a rit holl wirioneziu ar Relijion ? Perak ? Petra eo eur mister ? Petra respontfec'h da Yann Digredenn, ma teufe da lavarout d'eoc'h : « Me ne gredan nemet ar pez a gom-prenan » ? Pehini eo, d'ho meno, brassa mister ar Feiz ? Dis-plegit e berr gomzou petra eo ha perak eo eur mister, ha dis-kouezit fraez, zoken dre eun istor, perak e ranker e gredi ? (10 poent).

### Trede gouleñn.

Petra eo gouleñn Nedelec ? Perak e vez graet kraou ar Mabig Jezuz ? Piou en deus digaset ar c'hiz-se ? Penaos eo graet kraouig hoc'h Iliz parrez ? Petra ha piou a welit ennán ? Lakit ar re a zo ennán da gomz. Hag evit echui ive grit eur bedenn d'ar Mabig Jezuz. (20 poent).

### Revare gouleñn.

Petra eo an Aelez ? Peseurt kemm a zo etre eun Ael hag eun den ? Pet seurt Aelez a zo ? Peseurt labour a reont evidomp pe a-enep d'eomp ? Anaout a rit ano enn ael bennak ? Pere ? Dis-plegit peur ha penaos int bet en em ziskouezet ? (10 poent).

### Aliou talvoudus da lenn piz

En dro-man e vo graet kenstrivadeg ar c'hatkiz e diou lodenn : eul lodenn a-benn Nedelec hag eul lodenn a-benn ar c'horai. Al lodenn genta a ranko beza echuet a-benn Nedelec hag an eil a-benn ar c'horai. Daou viz ho pezo eta da ober pep lodenn.

■ Piou a c'hell ober ar genstrivadeg ?

An holl vugale ganet er bloaveziou : 1929 - 1930 - 1931 - 1932 ; ar baotred koulz hag ar merc'hed.

■ Ar responchou a ranko beza skrivet e brezoneg. Ezomm ebet da eil-skriwa ar gouleñnou. Lakit hepken, an niverenn evelhen : Gouleñn n° 1, ha respontit dioustu. Lezit, avat, diou pe deir liennen-etre pep respont.

■ Ar vugale a die aoz a deveriou o-unan. Koulskoude traou a zo hag a c'hello beza dispieget d'ezo gant o c'herent pe o mistri, dre gomz hepken.

■ E penn an never, arabat ankounac'hat skriwa fraez e bre-zoneg an ano badiziant, an ano, ano ho kér pe ho skol, ano ar barrez. Na zisonjitet ket lezel eun tammig hent-karr a-gleiz d'ar bajenn.

Kasit ho teveriou, a-unanou pe a-strollad, da Aotrou Person Lambert :

Monsieur le Recteur de LAMBERT, par Saint-Renan, Finistère  
Arabat ankounac'hat lakaat war golo ho lizer eun timbr a 6 real, pe ouspenn mar d'eo ret.

BEC'H D'AL LABOUR, BUGALE !

MELEGAN.

### Daou levrig nevez

An Ao. Chaloni Fave a zo o paouez embann daou levrig evit paotred yaouank an « Ykam ».

Ar c'henta


« GWAZED A ZOARE »  
a zo eul levrig a 24 pajenn, danvez-labour 1943-44 evit un Ykamiz. Ennan e kaver eun nebeud diskleriadurioù war labour ar bloaz, an enklaskou, ar gouleñnou war an Aviel, ha roll ar geriou diaesa gant o zalvoudegez e galleg.

Gant al levrig-se e vez eur blijadur labourat !

Gouleñnit « Gwazed a zoare » diant : Direction des Œuvres, rue Feunteunig-ar-lez, Quimper. Priz : 20 real ar skouerenn. Pa vez kemeret 10 skouerenn d'an nebeuta : 16 real ar pez, ar mizou kas ouspenn.

An eil levrig,

« EUR GWAZ E RANKEZ DONT DA VEZA »  
a zo skrivet evit ar gennardet a zo er strolladou « haderien », da ginnig d'ezo iveau danvez-labour ken plijus hag hini o breudeur kosoc'h.



## Lizer Annaig d'he c'henderv Jobig

Prad' al lann, 20/10/43.

Va c'henderv ker,

Ne garfen ket klask digareziou evit difenn Mon ar Vengleuz pe Chan ar Gwaziou. Ni, renerez ar strollad Ykamiadezed n'omp ket bet gwall souezet ouz-o gwelout o kuitaat ar maeziou; o zreid a oa war zouar ar barrez... met o spered hag o c'halon a oa nijet kuit pell zo! P'hon eus klasket o c'haout en hor strollad o deus bepred graet skouarn vouzar.

Ha neuze aës eo d'in o c'hompreñ o veza m'oun bet toueljet me va-unan, meur a wech, da ober eveldo; gouzout a rez n'eo ket maro ar c'hlenvet c'hoaz!

Asantet eñh eus ganen m'eo ket gwall ebab doare ar mitizien war ar maez. Ouz da glevout avat, merc'het ha mestrezed an tiegeziou a veve moarvat evel ruanedez... N'och ket evit kompreñ perak e klas-kont mont e kér! pennou dibsell e rankont beza pe galonou diahelet.

Eur fazi bras a rit adarre aze, gwazed, ha ma ne, boagnit ket — hag hep dale — da zegas gwell-aenn, e weloc'h klenved ar c'hériou o'ch en em astenn muioch-mui. Ch'hoant hoc'h eus hon d'herc'hel er gaoued, grit ma vo plijusoch' ar gaoued.

E peseurt stuziou emañ an ti-annez e meur a diegez! Tiegeziou mat a anavezan ha ne vank netra enno evit ar pez a sell ouz labouriou ar parkeler, mekanikou a bap seurt... a-vec'h ma vez bet, welet eur mekanig nevez en eun diskouezadeg hennak, setu m'eo prenet. Petra zo graet evit ma vo plijusoch' beza en ti-annez? evit ma vo disaminoch' labour ar vaouez? petra kaer? Choui, gwazed, ne rit forz eñet gant an ti-annez, n'eo ket en ti emana ho labour ha nemet... vo mat ar soubenn, blot ar gwele, ne glaskit ket muioch'.

En dervez all ca bet enklask ganeomp diwar-benn-se. Er Waziou — peogwir eñh eus tennet' an eus an atant-se — an tredan a dremen 200 metr bennak eus an ti, ne veze ket bet gwall ger lakast tredan en ti. Ya, met er blitavez-se oa prenet eun dourneriez nevez; awalch'a zispignou evilez ha p'eo'h gant an tredan! Breman eo lacuen avat beza o veza er Gwaziou. Eum tamm goulou pikouz da c'hor ar saout, da farda koan, ha, goudé koan, d'ar gwel hep gallout lenn an distera pe chom eur pennad da varvalhat pe da c'hoari ar c'chartou. Hag er Vengleuz? N'eus ket a zour en tu-man da 500 metr. Pebez plijadur beza epad an deiz o charreat dour! Gwir eo emañ ar Vengleuz war an uhel, an a oa bet da zigeri eur puñs, dour a oa kavet e park al leur nemet edo dour hag e veze bet ker digeri eur puñs. Er bloavez se e oa bet dichans gant ar chezeg ha chomet ar puñs e skouarn ar c'had. Ar wazed ne reont ket kalz a forz; an anevedet a vez kaset d'an dour d'ar ster vihan. Sell, en Ti-loket, n'int ket phnyidlikoc'h eget er Vengleuz eur puñs koz a oa, savet ez eus bet warnan eur biommenn da sevel an dour en eur gibell simant war doenn an ti ha bremafin an dour a red e pep lech, er gegin, er c'hereler, er c'hrampreier.

Ha peogwir e komzan eus kampreier!...

Met mall eo d'in mont da c'hor ar saout. 15 bioc'h da c'hor! Ma veze bet eur mekanig da c'hor ne veze ket bet falloc'h, graet hon eus an, va mamm ha me d'am zad... Betek-hen, respont ebet.

Kenavo. M'az pevez tro da welout Per an Dreou, gra va gour-chennou d'ezafi.

ANNAIG.

## Respong Jobig d'e geniterv Annaig

Koad-fao, 25/10/43.

Va c'heniterv ker,

A-du emaoun ganez evit kement a lavarez d'in en da lizer diweza. Warlene, ni iver, Ykamiz, hor boa studiet ar gudem-se: labour ar merc'het war ar maez. N'eus ket da lavarout nann, re sammet e vez re allies ar merc'het; hag ar wazed a chom diseblant.

En dervez all, e savas tabut etre gwreg hag czach en eun tiegez; ar verch he devoa c'hoant e veze graet skloturiou er soiler evit m'he defe he c'hrampig d'ezil hech'-uman, ha, war eun dro, ar vamm hag ar verch o devoa lakaat en o fenn chenchi penn da veur a dra en ti: lakaat dour, tredan... Da ger awalch e savife an holl zispignou-se, met eur mab kaer a os sonj a zeufe hep dale war an hanter en tiegez hag o defe ar merc'het karet e veze kaer an ti. Ar bloavez a ca bet mat hag eur bern brao a baper a oa an arbel. War dracou evel-se e ranker mont diwar-dro ha kregi a bell; pemp pe chouec'h mix a oa abaoe m'o bet tennet an eut ar wech kenta. An tad en doa da genta responzel dichek: « C'hoant hoc'h eus eta ober eur maner? An ti a zo bet mat d'hou tud a rumm da rumm; amañ n'eo ket traou brao eo a zo ezomm, met kalon d'al labour, poan awalch a zo bet o'ch en em sevel hag anavezet am eus an amzer ha n'o ket ken-direzon ar merc'het. » Koulskoude, dre forz lakaat an toaz er forn e krede d'ar merc'het e teufe ganto ar gounid. Pennek int evel eur march-koad; mar dint goust da farda a nao pe zek doare eun tam'm kig evit d'ezai mont tout abenn ar fin, ken goust all int da dreli o c'hrampoezenn hag o'chont e nao pe zek doare betek ma vo lonket psilloc'h!

Eur pardaez eta, an tad a oa bet er foar, eur bannig a oa dindan e fri, kamaleded koz en doa kavet, tro vraq da skei adarre war an tach peogwir edo en imor vat.

« Daoust ha lavaret eñh eus, eme ar vamm, d'ar chalvez dont amañ evit ar c'hrampreier a zo da ober er soiler?

— N'em eus ket, eme an tad, bet oñun o prena eur « hangar métallique ».

Hag ar merc'het paour kouezet o biz meud en o dour, n'oa bet ger ebet mui; « lavaromp ar grasou », eme ar vamm. Moarvat ar verch a ouelas dourek en noz-se.

Setu aze dour evit da vilin adarre, Annaig! Re wir eo, gwaza pez 'zo. Met ni Ykamiz a zigaso gwellhaenn. Arabat eo d'it koll kalon. Kenavo ar c'henta.

JOBIG

# Santez Anna ha Nikolazig

Aman e welot penaos  
eo deuet Santez-Anna-  
Wened, pe Keranna, da  
veza eul lec'h ken brudet.

(Diwar levr an Aotroned)  
BULEON HA GABREC

PENNAD XI \*

An holl enklaskou a zo a-du gant Nikolazig

Betek-hen an Iliz a chome mut war an traou  
burzodus a c'hoarvez e Keranna.

Gwir eo, an Aotrou person ha Kabusined Alre o doa komzet,  
met n'hellent ket hen ober en ano an Iliz, rak n'o doa resevet  
digant o Eskob, galloud ebet evit-se.

E Gwened, d'ar mare-se, edo eskob an Aotrou a Rozmadeg.

Sebezet gant ar pez a gleve bemdez diwar-benn Keranna,  
hag o c'houzout e tirede di berinou tud da bardona, e roas gal-  
loud d'an Aotrou Bullion, den desket bras, person e Moréag, da  
ober un enklask piz.

Kannad an Aotrou'n Eskob a zigouezas e Pluneret d'ar mer-  
c'h, 12 a viz Meurz, hag e c'halvas Nikolazig d'ar presbital.

Nikolazig a respontas dinec'h ha didroidell d'an holl goulen-  
nou graet outan gant an enklasker.

Responchou Nikolazig, lakaet dre skrid, a voe sinet gant an  
holl destou, zoken gant an Aotrou Person hag e gure.

Skoet kenañ e voe spredet an Aotrou'n Eskob pa lennas ar  
skrid-danevelle-se, hag o klevout e teue atao perc'hirined a-van-  
dennou, setu ma fellas gantan gwelout ha goulennta e-unan an  
den santel.

E maner Kergwezeneg, e parrez Bignan, edo o chom an  
Aotrou du Garo, breur kaer d'an Aotrou'n Eskob Rozmadeg.

An Aotrou'n Eskob a yeas di, hag a c'halvas Nikolazig eno  
d'e gaout.

Hen digemer a reas gant madelez; selaou a reas gant dou-  
der, danevell hir ar gweledigeziou, goude e reas outan goulenou  
hag e c'houennas sklerijenn.

Nikolazig, gant eur spredet lemm hag eur galon etin a res-  
pondas skiantek d'an holl c'houennou.

An Aotrou du Garo, a voe pedet d'e dro, d'ober goulenbu  
outan.

Bez' e oa, an Aotrou du Garo, unan eus izili koz al Lezvar-  
Veuri, gouziek kenañ ha desket bras war gement a sell ouz al  
lez-varniou. Diaeas kenañ oa harpa ouz eun den, d'ezan kement  
a spredet, a skiant-prena hag a finesa.

Kaer avat en doa ober hag ober, trei ha distrei e c'houennou,  
lavarout ha dislavaroout, ne deuas ket a-benn gwech ebet da  
lakaat ar c'houer da lavarour eur ger a-dreuz pe a-eneb ar pez  
en doa dija diskleriet. Hag, evit gwir, an distera da welout eo  
a voe amañ ar c'hreñva, hag an holl a rankas anzav edo an  
trec'h gant Nikolazig.

Nikolazig, en abeg d'e galon eün ha didroidell hag a blijas  
kement d'an Aotrou 'n Eskob, d'an Aotrou ha d'an Itron du  
Garo a voe e-unan laouen bras eus an digemer c'houek bet graet  
d'ezan gant an holl er maner. Setu m'en doa kavet, a-benn ar  
fin, selauerien vadelezus. Kuitaat a reas ar maner kalonekaet  
holl.

Koulskoude ar varnedigez n'oa ket echu.

Ret mat e oa bremañ evesaat piz-ha-piz ouz pep ger ha pep  
darvoud c'hoarvezet, evit gwelout ha n'oa netra enno, kaiz pe  
nebeud, a-eneb ar relijion pe ar reiz.

War c'houenn an Aotrou 'n Eskob, ar paour-kéz Nikolazig a  
rankas adarre mont da gouent Kabusined Alre.

Chom a reas eno e-pad meur a zervez. Epad an amzer-se, an  
Tadou, pep hini d'e dro a dorre d'ezan e Benn gant eur bern gou-  
lennou kasaüs. Ouspenn, evesaat mat a raent ives ouz e vuhez,  
ha graet e voe d'ezaf komunia.

Araok respont netra, an Tadou a, c'hortozas pemzek deiz.  
Epad an amzer-se, an holl er gouent a bedas kalonek; ar re  
zesketa war skianchou Doue a en em guzulias etrezo, e-pad ma  
klaske re-all anaout gwelloc'h doare-beva ha boazamañchou  
Nikolazig.

Tremenet ar pemzek dervez, Nikolazig a rankas adarre rei  
sklerijenn war meur a dra a chome tñival da spred ar varne-  
rien.

E responchou holl a voe kavet kenkoulz hag ar re genta.

Nikolazig, goude ar varnedigez ziweza-se, a zistroas da Ge-  
ranna, heullet gant daou dad betek chapel Belean. A-hed an  
hent e komzent gantañ evel gant eur mignon, hag e klaskent,  
hep gouzout da Nikolazig, dizolei plegou kuz e galon. Ne deujont  
ket muioch a-benn avat eget araok, daoust d'o finesaou, da  
gaout dioutan eur ger abegus pe tamallus.

Anat mat e oa bremañ edo gwirion e gomzou penn-da-benn.  
Setu petra lavaras an Tadou Kabusin d'an Aotrou'n Eskob pa 'z  
ejont da rent kont d'ezaf eus ar varnedigez. N'oa ken d'ober  
eta nemet sevel ar chapel goulenet gant Santez Anna.

An Aotrou'n Eskob a gredas hep poan. Evelato, araok ober  
netra, e pedas an Tadou da vont o-unan war dachenn an dar-  
voudou ha da skriva d'ezaf kement a weljent. V. S.

CHAPELIOU  
HAG  
ILIZOU  
ALL AR  
WERC'HEZ  
RANN-VRO KEMPER

4). ITRON VARIA TI-MAMM-DOUE  
(KERFEUNTEUN)

Kenta chapel Ti-Mamm-Doue a voe savet e penn-kenta ar XIVet kantved, nebeut amzer warlerc'h ar mare ma voe kaset, dre vurzud, er bloavez 1295, eus Nazaret er Palestin da Loreta en Itali, an ti ma vellas ennan ar Werc'hez Vari.

Dare oa ar chapel genta-se da gouenza en he foul er bloavez 1540 hag ar chapel gaer a welomp hirio a zo eus ar bloavez warlerc'h, 1541. Kempennachou a voe graet c'hoaz war he zro er bloaveziou 1578, 1605 ha 1621.

Skeudenn gaer Mamm-Doue, bet kuzet e Sant Per Kuzon epad an Dispac'h, a zo bet digaset endro d'ar chapel wardro ar bloavez 1822. Graet eo bet moarvat e-kerz hanterenn genta ar XVIIet kantved.

AN TAD MANER O TESKI AR BREZONEG DRE VURZUD.

An Tad Maner, eus urz ar Jezuisted, misioner bras Breiz-Izel gant Mikael an Nobletz, a voe roet d'ezan, er chapel-man, eur c'hras kaer. Setu penaos e kont an Tad e-unan e istor :

« Er bloavez 1630 e voen kaset, emezan, da rejant da skolaj Kemper; n'edo tammo ebet em sonj labourat war dachenn ar misionou er vro-se, ne ouien ger brezonek ebet. Va c'hoant oa kentoc'h beza kaset da visionou ar C'hanada. Met an Tad Bernard, rejant er skolaj eveldoun, a zisklerias d'in e peseurt stad truezus e oa kouezet ar feiz e Breiz-Izel, gwelout a ris an Ao. Mikael an Noblez hag e teni da chench sonj.

Edon o vont eun dervez da bardona da chapel ar Werc'hez,

, anvet **TI-MAMM-DOUE...** Eun dra bennak am foulzas neuze gant nerz da zesk ar brezoneg hag en hevelep mare e wele va spered o tibuna dirazan, evel war eun daolenn, menoziou Doue war an Aviel da brezeg e pevar eskopti Breiz-Izel.

Mont a ris tre er chapel ha stouet e-harz treid Mamm Santel Doue, e livris d'ez peuret sonj a oa diwanet em spered hag e c'houennnis diganti benniga va menoz ha va renta goest da zesk ar brezoneg evit gloar he mab.

An Tad Bernard a bouezas war ar superioreo ha setu ma voe roet atotre d'in da zesk ar brezoneg, da **SUL AR PANTEKOST**. A greiz kalon ec'h en em lakis d'ar studi hag e teus kement an Neñv war va sikour ma kredis — lakaet ganen va fizians e maledez hag e galloud Doue — ober katekiz e brezoneg d'ar bobl d'ar **MEURZ WARLERC'H SIZUN' GOUDE** e kemeris ar boazamant da bignat er gador hep beza aozet netra dre skrid, gras kaer hag en deus kendac'het Doue da rei d'in aboue. »

E iliz-veur Kemper, harp ouz dor ar sakreteri, ez eus eun daolenn, livet war ar vur gant **YANN D'ARGENT** hag a zigas da sonj eus ar burzud kaer-se.

Skeudenn

ar

Werc'hez

e

chapel

“Ti-Mamm-Doue



ITRON-VARIA TY-MAM-DOUE

AR PARDONIOU.

Ar pardon bras a vez lidet d'ar sul genta a viz Gouere, ar

pardon bihan da sul ar Rozera. Ouspenn e vez lavaret an ofe-renn da bep gouel Maria ha da bep gwenervez ar C'horaij; d'ar Yaou Gambr-lid diouz an abardaez ez a iveau ar gristenien eus Kemper ha tro-wardro, da bedi ha da ober hent ar groaz da Di-Mamm-Doue, pep-hini en e bart e-unan pe a vandennadou.

Er bloavez 1916, e-kerz ar brezel bras, e teuas ar pardoniu da stankaat.

Da lun ar Pantekost, 24 a viz Even, e voe tro tud fidel Kemper ha tro war dro, renet gant an Ao. COGNEAU, vikel vras.

Da abardaez ar 17 a viz Here, eur sulvez, parrezianiz Kerfeunteun ha re Sant Kaourantin a yeas da DI-MAMM-DOUE e prosession. Ar brezegenn a voe graet gant an Ao. ROUZ, kure Douarnenez. Diskleria a reas eo ar pec'hed orijinel mammenn ar brezelou; petra da ober, emezan, evit ma teuy buan an trec'h hag ar peoc'h ? Mirout ar stad a c'hras, pedi ha komunia.

Er bloavez-se c'hoaz e voe renet ar pardon bras gant an Ao. 'n Eskob DUPARC; heñ eo a reas ar brezegenn. Konta a reas da genta burzud ar SANTA CASA, ti santel Nazared kaset da Loretta, hag e kendalc'has evel-hen :

« Eun dervez e kuitaas Hor Salver ti e vamm e Nazared, ne dle ket distrei ken di; o vont da vovel evit an dud edo. Ho mibien d'eo'h-c'houï iveau o deus ho kuitaet evit ober o dever, evel ar Mestr. Fizians hon eus e teuint endro. Goulennit digant Mamm Doue beilha war o ene ha war o buhez.

« Pa varvas Mamm Doue e oa dija he bro dare da vovel. Hor bro d'eomp-ni iveau a zo gwasket mantrus er mare-man. Goulen-nomp digant ar Werc'hez kemerout en he daouarn benniget bannielou hor bro hag hor binviji-brezel, o lakaat mesk ha mesk gant poaniou ha meritou he Mab evit rei d'eomp an trec'h.

« Leon XIII et en deus lavaret « eo bet digoret e ti Nazared labour silvidigez ar bed ». Plijet gant Doue selou ar pedennou a gas betek ennan ar pardoniu stank graet e TI-MAMM-DOUE. »

Abaoe eur pennad 'zo eo boazet iveau rerenerien an obererez katoik da gas da bardona da DI-MAMM-DOUE, tro ha tro, ar strolladou merc'het, merc'het yaouank ha paotred yaouank.

## Ha galleg-saout adarre...

Ar vamm-goz d'he faotrig bihan :

« Ce petit Jobig est un doktor... il sait que le galleg... Viens, mon p'tit, manger ton yod sur le « balène » à ton grand-mère. »

Gwirbater.

Ha ne veze ket gwelloc'h deoc'h, mammou koz ha mammou yaouank, komz brezoneg mat d'ho pugale ?

## Sorc'hennou Yann Digredenn

# AN ILIZ

A bep seurt sorch'hennou a glever war muzellou Yann.

Pa vez diskouezet d'ezan eo gevier anat ar pez a damall, raktal e chéñch tu d'e grampdezen hag e tamall eun dra all kontrol beo.

An Iliz, eme Yann, en dro ziweza, a zo rust ha garo. Hirio e chéñch penn d'e vaz hag e laver:

**AN ILIZ N'EO MAT NEMET DA DOUELLA AN DUD HA D'O DESEO.**

An Iliz a zo eun douellerez! Gant he fromesaou kaer, promesa eur baradoz alaouret, e lusk an dud malevurus hag o laka da gousket. Klask a ra laerez ar chalonou o veza in'e repu an dud doanlet ha gwatalet gant drein garo ar vuhez. « Ar Relijion eo opium ar bobl ». Setu aze eun diskran koz. Nevezet eo bet gant paotred an draih ha skrivet eo gant lizerennou ruz-tan war blasenn vras kér Moskou.

Touella a ra an Iliz an dud, eme Yann, dre he d'charantez, dre hec'h obrou a drugarez a skign e pep lech'ken stank hag e stered.

Touella 'ra an dud dre he madelez a vamm, dre nerz he mouez p'he sav a-enep an dislealdez.

Touella a ra an dud c'hoaz dre ar vad a ra d'ar re baour ha d'ar re a vez a-re el lec'h all; dre al leaned hag al leanezed a gas wardro ar re glañv, dre he belezen, e skolaerien, e skolaerezed a ro deska-durez ha keleñnadurez da vilionou a vugale hag a dud yaouank. N'eo an Iliz nemet eun douellerez!

Hep gouzout d'ezan, moarvat, e ra Yann d'an Iliz an hevelep rebech a rae ar Farizianed da Jezuz. Yann a zo eur Farizian a c'his nevez.

Ya, Jezuz a douelle an dud.

Kemm a zo, eleveto, etre touella an dud evit o deseо d'ober ar mad hag o souella evit o diskar hag o lakaat da gouenza er vouilhenn. Jezuz a douelle an dud dre e santelez, e zouster. Gounit a rae ar re glañv o rei d'ezo ar yec'hed, an dud paour, an dud glac'haret, o valzami d'ezo gouliou o chalon gant e gomzou frealzus.

Gwir eo e voe graet d'ezan paen ker e vadoberou. Heñ hag a voe graet d'ezan gant ar bobl eun digemer ken dispar, da sul ar Bleuniou, ne voe kavet mat, c'houec'h devez goude, nemet da vez staget ouz eur groaz. An hevelep tud hag a daole bleuniou war e hent, d'ar sul, eo a strinke outan, d'ar gwener, pri ha glaouenn o goaperez.

Netra aescolli, netra doñjerusoc'h, eget tamall eur madoberour da vez pilpous. An tamall-se a vez graet d'an Iliz gant Yann hag e seurt.

Lavarout a raint o welout an Iliz o'h ober vad d'ar bobl: « Ya, ya, evit touella, evit deseо! » Ma ne evit nemet dour, evel Yann Vadezour: « n'och nemet eur pilpous » evito. Ma evit eur banne bennak a win, evel Jezuz e eured Kana: « n'och nemet eul lonker ». Ma ne evit na dour na gwin: « Allo 'ta, emeso, ya a-wel d'an holl, met eva a rit e-kuz ».

Kement-se a zegas da soñj d'in eus eun istor. Eur beleg, o tiskenn eus an trefi, a zalc'h gantan e sach'. Setu raktal eul lampon o youch'hal: « Gwelout a rit an den piz-se, aon en deus da lakaat an dougerien da ch'ouunit daou wennieg! » Hag ar beleg o rei e sach' da zougen d'eum douger: « Sellit ta, eme eun all, pebez feneant, n'eo ket evit dougenn e sach' e unan! »

Nann, n'eo ket an Iliz eun douellerez, n'eo ket evit trompla, évit deseou, évit pâka an dud he rouejou eo e labour an Iliz. Evit sklerijenna, frealzi, gwellaat ar re a skoazell, avat, eo. Ar re he zamall, he barn diouto o unan. An hini a zo fall a gav d'ezan ez eo ar re all eveltan; ar re a damall an Iliz da douella an dud eo gwasa touellerien brein a zo. An hini n'en deus ket a galon a gred eo ar re all hefvel outan pe da vohana a ya e kounnar o welout ar re all o vezar karantezus.

An Iliz he deus eur galon a vamm, evel Jezuz he Mestr. Labourat a ra evit eun dra hepken: lakaat he bugale da veza evurus er bedi all ha zoken er bed-mañ war ar marc'had. Skoazella, frealzi a ra kement den a zo er boan, n'eo ket evit gounit archant hag enor, met evit diframma eneou diouz skilfou an diaoul hag e vevelien.

Awechou e kay karantez hag anaoudegez vat a-berz ar re a ra vad d'ezo, neuze e trid he c'halon. Ales, iveau, ne gav nemet dianaoudegez, dispriz ha goaperez. Ha diaoust da-se e kendalc'h gant e labour.

Hag e kendalc'h, Yann, da douella an dud evit o c'has d'ar baradoz.

MELEGAN.

## “Va c'hatekiz

### bihan”



Biskoaz n'eus  
bet lakaet, etre  
daouarn ar Vretoned vihan, eul levrig ken  
koant, ken plijus e pep giz !

Eun dudi eo evit ar bugel deski e relijion  
gant “Va c'hatekiz bihan”, moulet fraez, skeu-  
dennet kaer ha skrivet en eur brezoneg saourus.



Ra vezo meulet Jesus-Krist !... Bepred !

## Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

### WAR ROUDOU AR SENT...

Va Breudeur ha va C'hoarez ker,

Gouel an Hollsent eo gouel ar Baradoz...

An Iliz a zigor frank doriou ti kaer an Aotrou Doue, hag e welomp ennan, beuzet en eur mor a c'hloar hag a eürusted, tud santel e-leiz ha n'hell den ebet o chonta, a lavar d'eomp an abostol sant Yann :

« Emaint war-sav, emezan, dirak tron an Oan, gwisket gant saeou gwenn, en o dorn bodou palmez... Hag an Nenv a dreger gant o youch'hadennou santel : meuleudi, gloar, trugarez hag enor d'hon Doue a-hed an holl gantvejou. Evel-se bezet graet. »

Pebez kentel dudius !... Pebez tra gouest da rei d'eomp kalon ha da greski hor feiz e-kreiz trubuilhou ar bed-man. Niver bras an dud santel-se a zo dija o tanva eun eürusted peurbadus, goudre beza bet war an douar eveldomp, a zo evidomp eur brezenn dispar : ar pez o deus graet ar re-se, ni a c'hell ha ni a die hen ober iveau.

\*\*

E servij Doue ez eus tri dra hag a ro d'eomp nerz d'ober dalc'hmat hon deveriou :

1° ar Baradoz prometet d'eomp gant an Aotrou Doue.

2° ar skouer vat a ro d'eomp ar Sent.

3° ar skoazell a resrevomp dalc'hmat digant an Aotrou Doue.

Sonjomp alies er Baradoz !... Eno, e-kreiz eun eürusted hep muzul, eman dija ar Sent a enoromp, ar gerent hag ar mignoned hon eus karet er bed-man... Eun dervez, e vezoz iveau tro !... Kendalc'homp, hep faligaloni Morse, war hent ar Baradoz !

Ma 'z eo deut ar Sent a-benn d'en em santelaat, eo abala-mour ma 'z int bet mat da stourm enep enebour o ene... Hirio ez int kurunet... Taolomp a-gostez hon leziregez; ni iveau, evel ar Sent, dougomp hor ch'roaz gant feiz ha karantez, ha kerzomp dalc'hmat war roudou Jezuz, hor Mestr.

Evit-se, n'eo ket gras Doue a vanko d'eomp. Jezuz en deus prometet d'eomp e skoazel hag ar Sent, e-kreiz o eürusted, a bed dalc'hmat evidomp. Gant eun hevelep sikour, e vez aes a-walc'h d'eomp gounit ar Baradoz.

Da zeiz gouel bras ar Hollsent, an Iliz a zegas sonj d'eomp eus ar pal hon eus da dizout :

« Ret eo en em santelaat; ret eo ren eur vuhez din eus ar Baradoz ! ! ! » \*

Selaouomp eur gentel ken fur ha stagomp da vat da labour bras hor silvidigez !

### BEZIT PREST !...

Gouel an Anaon a dile degas sonj d'eomp eus komz Hor Salver : « Bezit prest, rak me a zeuio d'ho kerc'hat evel eul laer... pa ne vezoc'h ket ouz va gedal. »

Evit kaout atao sonj eus ar maro ha beza prest, lavaromp bennet ar bedenn gaer-man :

« Aotrou, va Doue, adalek breman, me a zegemer laouen hag a galon vat diganeoc'h ar seurt maro a blijo ganeoc'h degas d'in gant e holl boaniou; e holl glac'har hag e holl ankeniou ».

(Indulgans leun da boent ar maro d'an neb en devezo, eur wech en e vuhez, d'an deiz ma kar, lavaret ar bedenn-man gant eur garantez gwirion evit Doue, goude beza bet o kofes hag o komunia... Pi X, 9 meurz 1904).

### MA VEFE FIDEL AN HOLL DA LEZENNOU HOR SALVER !

Digorit an Aviel..., ha lennit :

« Bezit trugarezus, eme Jezuz, evel m'eo trugarezus ho Tad a zo en Nenv.

Na varnit het, ha ne vezoc'h ket barnet.

Na gondaonit ket, ha ne vezoc'h ket kondaonet.

Pardonit, hag e vez pardonet d'eoc'h.

Rott, hag e vez roet d'eoc'h.

Perak e welit-hu ar blouzenn a zo e lagad ho preur, ha ne welit-hu ket an treust a zo en ho hini?... Penaos e c'hellit-hu lavarout d'ho preur : va Breur, lez a'chanoun da lemel ar blouzenn a zo e-barz da lagad, pa ne welit ket an treust a zo en ho hini?... Pilpouz, lamit da genta an treust a zo en ho lagad, ha neuze e c'helloc'h gwelout penaos lemel ar blouzenn a zo e lagad ho preur. »

Ya, evit gwir, ma vefe an holl fidel d'al lezennou-se, nag

eürus e vefe an dud war an douar-man ! Nag a beoc'h a vefe er familhou, er parreziou, er bed holl !...

Da vihana, ni hon-unan, poagnomp da veva diouz an Aviel, ha goude... met goude hepken..., lavaromp d'ar re-all ober evel-domp !

### EUN TAOL-LAGAD WAR VA BUHEZ

diwar-benn va deveriou e-kenver an anaon

1° Va Reolenn a c'houlenn diganin mont da interramant Breudeur ha C'hoarezed va Breuriez dre garantez evito. Ha taolet em eus eyez mat ouz an dever-se ?

2° Pa 'z oun aet d'an interramanchou, penaos em eus en em zalc'het... evel eun den a feiz pe evel eun den difeiz?... gant evez pe dievez?

3° War an hent evit mont d'ar vered, petra am eus graet..., pedi evit an hini maro, evel ma tle ober eur c'christen mat?... pe marvailhat evel eun den digristen?

4° Va Reolenn a verk d'in eur gomunion da ober hag eur chapeled da lavarout evit Breudeur ha C'hoarezed va Breuriez aet dirak Doue. Hag ober a ran ar gomunion-se..., ha lavarout a ran ar chapeled-se hep dalea?

5° Lezenn ar garantez a c'hourc'henn d'in ouspenn kaout sonj, da vihana eur wech an amzer, eus anaon va Breuriez hag an Drede-Urz a-bez. Ha pedi a ran a-wechou evito?

6° Da-genver bodadeg miziek ar Vreuriez e vez pedet evit an anaon a-raok ha goude. Ha lavarout a ran ar pedennou-se gant evez ha karantez?

HON ANAON. — KERNILIZ : A. M. Colin ; FOUESNANT : Korentina Cosqueric ; GUIPAVAS : M. A. Predour, A. Thous ; PLOUGAR : Cl. Le Roux ; KERLOUAN : Fr. Appere.

« Ar baradoz n'eo ket graet evit an dud lezirek. Ne deer ket di en eur wetur... An neb na gar ket Doue, a zo foll ! An neb na gar ket Doue, a zo foll ! (An D. E. Krispin a Viterb, Kapusin).

— 400 —

TAOLENN AN INDULJANSOU. — DU 1943

| Deiz  | GOUELIOU                                   | Indulj.   |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| 1 L.  | Gouel an Hollsent .....                    | A.J.      |
| 2 M.  | Gouel an Anaon... bep gweladenn d'an iliz. | I.L.      |
| 13 S. | S. Didas .....                             | LL.       |
| 14 S. | S. Jozafat .....                           | LL.       |
| 16 M. | Stez Agnez a Asiz .....                    | I.L.      |
| 19 G. | Stez Elizabed, Patronnez an D. U. ....     | A.J. I.L. |
| 21 S. | Ar Werc'hez kinniget en Templ.....         | I.L.      |
| 25 Y. | Stez Katell .....                          | A.J.      |
| 26 G. | S. Leonard a Borz-Moriz.....               | I.L.      |
| 28 S. | S. Jakez ar Marz.....                      | I.L.      |
| 29 L. | Gouel Hollsent an Urz.....                 | LL.       |
| 30 M. | S. Andre... O nevezi ar brofesion.....     | LL.       |

Da zeiz bodadeg ar Vreuriez ha tri dervez d'ho choaz : I.L.  
A.J. = Absolvenn jeneral; LL. = Induljans leun.

## Nevez-deuet er-maez eus ar wask...

### Kantikou an Drede-Urz

Priz : 3 Frs ; dre ar post : 3,50

## A zevio hep-dale er-maez eus ar wask :

### Sant Fransez a Asiz

gant Lan Inizan, reizet ha kresket gant  
an Tad Eujen ; 200 skeudenn.


Imprimerie Commerciale de la « Dépêche de Brest »  
26, rue Jean Macé, Brest Le Gérant : G. LEQUEAU.  
(Cum permisum superiorum)

17<sup>e</sup> BLOAVEZ

KERZU 1943

N<sup>o</sup> 12

# ARVUHEZ



# KRISTEN

N<sup>o</sup> P. C. 411

KELANGENN VIZIEK

## ADKOUMANANCHOU

Koumanant ordinal : **20** lur

Koumanant a enor (gant perz e 365 oferenn) :  
**25** lur

### Taolit evez mat !

« KENTELIOU SANT FRANSEZ » ne vezont mui moulet distag diouz « Ar Vuhez Kristen ». War ar peder bajenn ziweza eus « Ar Vuhez Kristen », e kavot, bep miz, kelennadurez an Dred-Urz.

## KOUMANANCHOU

1<sup>e</sup> Evit koumananti a-nevez, roit atao hoc'h adress *evel ma oa war an niverenn ziweza*, ha ma vez ret, goulen-nit da-c'houde chench anezi.

2<sup>e</sup> Ma tegasit asambles koumananchou hag adkoumananchou, dispartiit mat ar re-man diouz ar re-se war ho lizer.

3<sup>e</sup> Skrivit pep tra fraez, aes da lenn ha da intent.

### SKRIVA DA :

Monsieur le Directeur de « Ar Vuhez Kristen »  
Couvent des Capucins  
C. C. 209-81 Nantes ROSCOFF (Finistère)

## Taolenn ar Miz

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Kalon ouz kalon gant an Iliz.....       | PAJENN |
| Eun diverra gant ar Christ.....         | 403    |
| Nos Nedeleg .....                       | 404    |
| Noël ! Noël ! .....                     | 406    |
| « Ici on est en France » .....          | 407    |
| Meulgan an Avend.....                   | 409    |
| Santez Anna ha Nikolazig.....           | 412    |
| Breiz o kana meuleudi d'ar Wer'hez..... | 413    |
| Cheñch ton d'ar son.....                | 416    |
| Yann-Vartlod .....                      | 419    |
| Fun « abostol » .....                   | 421    |
| Kenteliou Sant Fransez .....            | 424    |
| Taolennou 1942, 1943 .....              | 426    |
|                                         | 130    |

## KALON OUZ KALON GANT AN ILIZ

Pounner e oa ar samm da zougen betek-hen. Koulskoude, ar goañv, o tont warnomp bremañ, a gammmedou bras, a zo e riskl da greski c'hoaz bec'h hor poaniou.

Da ziwall hon eus na zeufe hor c'halonou da veza re enkrezez.

Hag e lavaran d'eo'h ar pez a lavar ar beleg bemdez en oferenn : « *Sursum corda !* »

Ya, savit uheloc'h ho kalonou !

Setu ni en Azvend, en amzer-se, bet dibabet gant an Iliz, hor Mamm, evit trei hor soñjou war-du ginivelez Hor Salver, hag hada en hor sperejou an esperañs hag ar joa eus ar madou peurbadus...

Peder sizun gortoz, hag Hor Salver a zeuio da zispaka a-nevez, dirak hon daoulagad, mister e zonedigez kenta. Dont a ray, evit rei perz d'an holl dud a youl vat, er grasou kaer eo deuet neuze da zegas war an douar... Koulskoude, evit m'hor bezo hon lod eus ar grasou-se, Jezuz a fell d'ezan en em lakafemp iveau e stad vat d'o'rese.

An Iliz a oar kement-se, ha setu ar pez a ra d'ez i beza ken evesiant d'hor chentelia :

« *Grit pinijenn, emezi, pourchasit an hent d'an Aotrou, rak kost eo da zont...* »

Hor Salver ne deu ket da denna diwarnomp pep poan ha pep anken, met dont a ra evit deski d'eomp karout bolontez Doue, beza izel a galon, distaga ar galon-se diouz madou an douar.

Ha ni, marteze, a dremen hon amzer o klemm, o klask en em sevel dreist ar re all, ne soñjomp nemet dastum arc'hant...

Ma fell d'eomp beza kennerzel gant grasou Jezuz, a-benn gouel Nedeleg, na zaleomp ket da lakaat urz vat en hor buhez. Gouezomp tenna talvondegz eus hor poanion, evit ober anezo eur gwir binijenn. En em zalc'homp kost d'ar Wer'hez krouet dinammi. Hi hag he deus en em bourceaset ken mat da rese he Mahig war an douar. Galvomp anezil allies da zont d'hor sikour da gempenn kaeroc'h hon eneou.

« *Va breudeur, e oa boaz da havarout Sant Fransez a Asiz, eur wech, da vihana, poagnomp d'en em bourceas a-zaore da zegemeroat Mab Doue war an douar.* »

Ar V. K.

Katekiz an dud vrás

## JEZUZ-KRIST HAG E RELIJION

### PEMPVET LODENN

#### EUN DIVERRA GANT AR C'HRIST

Evit kloza va fennadou-skrid diwar-benn ar « C'hrist hag e relijion », ne c'hellan ket ober gwelloc'h eget lakaat dirak ho taoulagad, eun nebeud gwirioneziou a-zivout an oferenn.

#### AN OFERENN GENTA



Dar Yaou-Gamblit diouz an abardaez, eun nebeud euriou a-raok e Basion hag e varo, hor Salver Jezuz a gemeras bara, ha goudé beza trugarekaet e Dad, a rannas anezaf en eur lavarout : « Kemerit ha debrit : an dra-mañ eo va c'horf a vezó kinniget evit doc'h. Grit an dra-man evit kaout soñj ac'hanoñ ». Goudé e kemeras ar c'halir en eur lavarout : « Ar c'halir-man eo an emgleo nevez em gwad. Grit an dra-mañ pep tro ma evfot, e koun ouzin. »

N'eo an oferenn nemet al lidou-se renevezet war an aoter. Hervez urz hor Salver, an ebrestel, ha, war o lerc'h, an eskliv hag ar veleien a aslavar ar memes komzou hag a ra ar memes lidou : « An dra-mañ eo va c'horf, an dra-mañ eo va gwad. »

#### I. — AN OFERENN A ZEGAS SONJ...

**D**A genta, eus Pasjon ha maro Jezuz-Krist. Evit her c'hompreñ, n'eus nemet teurel evez er c'homzou, pe zoken digeri an daoulagad da sellout ouz ar c'hoaziou ken stank war an aoter, war zilhad ar beleg hag en e jestrour.

Da c'houde, eus mister an Daspreñadurez hag eus mister Mab Doue en em c'haet den. Evit rapari ar freuz graet gant pec'hed Adam, evit parea gouenn an dud beuzet en he zrubuilhou, e oa ret e teuje unan bennak hag a vije den evel e vreudeur, ha war eun dro, ouspenn eun den, unan hag a c'hellje paea evit an holl. Mab Doue en em c'haet den en deus diroestlet ar gudenn. An oferenn hel lavar d'eomp, evel ma lavar d'eomp karantez divent an Aotrou Doue evidomp. « Rak, eme sant Yann, dre garantez evit an dud eo en deus Doue roet e Vah, evit ma vije salvet ar bed. »

Eus e du, Jezuz en deus respontet a greiz-kalon da vennadou e Dad, ha karet ac'hanoñ betek ar maro.

An oferenn erfin, a ra d'eomp soñjal er C'hras hag er Vuhez divin, rak, evit o rei d'eomp, eo maro Jezuz war ar groaz, hag en oferenn e vez renevezet ar sakrifiz-se.

#### II. — EN OFERENN E KAVOMP... —

**G**gwirionez, ar C'hrist e-kreiz an dud fidél, ar c'halvar ha sakrifiz ar C'halvar. Penaos an dra-se ? Dre vertuz an urz roet gant Jezuz d'e ebrestel d'ar Yaou-Gamblit : « Grit an dra-mañ e koun ouzin », da lavarout eo : Kemerit bara, bennigat ar bara-se, trugarekait Doue; lavarit ar c'homzou : « An dra-mañ eo va c'horf », ha Jezuz-Krist a vezò war an aoter e-lec'h ar bara.

Pep oferenn a wel ar burzud-se d'ar goreou. Pep oferenn a ro d'eomp Jezuz-Krist, beo evel ma oa gwechall pa voe ganet e Betleem, pa skuize e gorf o labourat e Nazared pe o prezeg an Aviel dre ar Galile hag ar Jude, pa save war ar groaz evit mervel. Beo eo, evel ma oa d'ar Yaou-Gamblit, d'ar Sul-Fask ha d'ar Yaou-Bask; beo da viken, peogwir ne c'hell mui mervel.

Kompreñit bremañ perak e vez adoret Jezuz en ilizou, er Sakramant meulet ra vezò eus an Aoter, penaos e vez fichez an aoteriou en o c'haera, en enor da Jezuz-Krist.

Pep oferenn a ro d'eomp Jezuz-Krist, ken karantezus e galon na gwechall, pa veve gant e ebrestel ha gant e ziskibien, pa rae vad d'an holl.

Pep oferenn a ro d'eomp Jezuz ar C'halvar, an Hini a adore hag a gare Doue e Dad, betek en em ginnig d'ezañ e sakrifiz, evit silvidigez ar bed. Kemm ebet etre Jezuz ar C'halvar ha Jezuz an Aoter, nemet hemañ : war an Aoter ne c'houzañ ket Jezuz poanion ar C'halvar.

#### AN OFERENN A ZESK D'EOMP...

Pedi, rak, en oferenn, Jezuz a bed gant holl izili e Iliz, unanet gant an eun doare striz meurbet. An oferenn n'eo ket pedenn ar Mestr hepken, met pedenn an Iliz katolik a-bez, penn hag izili a-gevret, Krist ha kristen an-anan.

An oferenn a zo sakrifiz ar C'hrist hag hon hini war eun dro, rak, enni, ni a c'hell kinnig ar C'hrist hag en em ginnig e sakrifiz. Na frouzeus eo eun hevelep pedenn, kinniget da Zoue gant an hini a zo ar santelez.

#### HAG EN EM UNANI GANT AR C'HRIST.

En oferenn, pep kristen a c'hell kemer perz e meritou ar Basion, ha, dre-se, reseu muioch'a c'hrasou, krenvaat e vuhez dreist-natur, beva eus buhez Jezuz, dreist-holl en eur gomunia. « An neb a zebr va c'horf hag a ev va gwad a ra ennon e lojeiz, ha me a ra ennañ va hini. » Dre ar gomunion, Jezuz a ziskenn en hor c'halon, evit kenderc'hel da labourat enni, d'he hencha,

d'he heñvelât outan e-unan, d'ober d'ezi beza kristenoc'h kris-tena bemdez.

« KLEVIT DEVOT A-BENN-DA-BENN  
PEP SUL, PEP GOUEL, AN OFERENN. »

N'emañ ket an holl vuhez kristen en oferenn, gwir eo. Met gwelout a reomp enni eun diverra eus ar gwirioneziou a dle pep kristen kredi, ar pal a dle tizout; sikour a ro d'ezañ ouspenn da veva e vuhez a vugel Doue, dre ma 'z eo sklerijenn ha nerz.

Komprenit dre-se, perak e fell d'an Iliz ez afe ar c'christen pep sul d'an oferenn. Ha c'hoaz, pep sul n'eo ket a-walch' evit eur c'christen mat, desket war e relijion. Eun hevelep kristen a glask an tu da gavout oferenn aliesa ma c'hell, evit tenna diouti ar c'henteliou kaer a zo enni, evit unani gant sakrifiz ar C'hrift e dammig labour pemdeziek, e stourmadou enep an droug, e boaniou a bep seurt.

▼▼  
NOZ  
NEDELEG  
▼▼



En oabl lugernus e lintr ar stered aour,  
Hag ar peoc'h, goustadik, a c'holo ar bed paour...

O novez kaer-dispar ! O novez a zudi !  
Kristenien ar bed holl a stou d'az saludi,  
Gant frealz, karantez, doujans ha levenez,  
Dre ma roez d'ar bed, da heul kan an elez,  
Ar Salver Benniget, gant Doue prometet,  
Da lemel diwarnomp loustoni ar pec'hed.

O novez leun a beoc'h ! novez dreist ar re all !  
Da steredenn skedus, e-kreiz an noz du-dall,  
A vezou hon tour-tan war hent hor buhez tenn,  
Hag hon reno asur da graouig Betleem.

Laouenanig Breiz.  
(Gwengamp, 24 a viz Kerzu 1939).

**NOEL!... NOEL!**

EVIDOCH BUGALE

Va mignoned bihan,

Sur oun oc'h staget holl gant kenstrivadeg ar c'hatekiz, hag e vo kaset ganeoc'h ho labour da benn a-raok ar 15 a viz Genver.

Eur goulen a zo hag ho lakay nec'het marteze : « Piou en deus degaset ar c'hiz da ober kraou ar Mabig Jezuz ha da gana an oferenn hanter-noz ? »

Bremañ eo skignet e pep lec'h ar c'hiz santel da lakaat krevier bihan, kempennet kaer ha kinklet flour, en illiou, er skoliou, ha zoken en tiez. Gouzout a rit perak e vez graet kement-se. Evit diskouez karantez ha rei meuleudi d'an Hini en deus kuitaet ar baradoz evit genel en eur c'hraou, ar Mabig Jezuz.

Ha gant piou eo bet savet ar c'hiz santel-se ? Gant eur sant hag en deus karet Jezuz muioch' eget n'eus forz piou. Sant Fransez a Asiz.

Tri bloaz bennak a-raok ma varvas, e savas en e galon eur c'hoant birvidik da nevez, e-touez an dud, an devosion d'ar Mabig Jezuz. Lakaat a reas en e soñj ober lidou kaer meurbet da noz-Nedeleg, en eur vourc'hadenn anvet Gresio. Aotre en doa gouennet ouz Hon Tad Santel ar Pab, hag Honovius III, a oa neuze war gador Sant Per, a asantas gant levenez.

Ha Sant Fransez ha mont da gaout eun denjentil eus ar vro, pinvidik bras ha kristen mat, Yann Velita eano. Kinnig a ra d'ezañ ober gouel Nedeleg war e zouarou, ha merka a ra, war eun dro, ar pez en deus c'hoant e veve graet. — « E-kreiz eur prad, emezañ, klaskit eur c'heo bennak, lakin ennañ eul laouer, eur rastell gant foenn pe blouz, eun azen hag eun ejen, evel ma oa e kraou Betleem. »

Pa voe prest pep tra, Fransez hag e venec'h gant eur bobl tud a yeas di e prosesion. Tro-war-dro d'ar c'hraou e weled e-leiz a c'houlou war elum, tregerni a rae ar c'hoajou gant ar c'hantikou, ma oa eun dudi. Da hanter noz e voe kanet an oferenn. Goude an Aviel e reas Fransez d'ar bobl eur brezegenn entnet, dispelega reas ken brao mister Nedeleg ma leñve an holl ouz e

selaou. En eun taol, Yann Velita a welas ar Mabig Jezuz dindan stum eur c'hrouadur bihan eus ar re goanta, ha Fransez o pokat d'ezañ gant teneredigez.

Er bloavez warlerc'h, e voe graet adarre an hevelep gouel. Ar c'his-se a voe degemeret buan e holl goueñchou Sant Fransez. Ac'hano e teus d'en em skigna dre ar broiou kristen.

Kraou Nedeleg a chom en ilizou betek gouel Maria ar Gouloù, gouel ar Chandelier, daou a viz c'houevarer. E-keit-se, e vez gwellet dale hmata strolladou bugale o tont da zaoulinna dirazañ.

Bugale ger, pa vezit war ho taoulin dirak skeudenn ar Mabig Jezuz, n'eo ket a-walc'h digeri frank ho taoulagad da sellout outañ. Ho pet soñj iveau da lavarout d'ezañ eur bedenn bennak. Gourvezet eo war ar plouz evit ho selaou; c'houi eo a gar ar muia. Pedit evidoc'h da genta hag iveau evit ho tud, evit ho pro. evit ar bed, evit ar peoc'h.

Lavarit d'Ezañ a-greiz ho kalon :

O Mabig Jezuz me ho ped,  
Ho pezit truez ouz ar bed,  
Roit sklerijenn d'an dud dall,  
Chadennit startoc'h an diaoul fall.

Roit d'Ezañ allies eun degemer tomm en ho kalon, dre ar gomunion :

Mabig Jezuz, o, ni o ped,  
Deuit da di ar Vretoned,  
Deuit 'n o zi, eno an nor  
'Vel ar galon a zo digor.

Nedeleg laouen d'eoc'h holl, bugale !

MELEGAN.

### Bugale, selaouit mat !

Betek ar 15 a viz a Genver ho peus, evit echui kenstrivadeg ar c'hatekiz.

A-benn ar 15 a viz a Genver avat, e rank an deveriou beza kaset da :

Monsieur le Recteur  
de Lambert  
par Saint-Renan (Finistère)



## Ici, on est en France !

Eur barrezig koant e maeziou Breiz-Izel. Ar sul a zo.

Eur gouel sportek a zo iveau.



Ar yaouankizou, a-bell hag a-dost, a zo diredet da welout ar c'hoarl, pôtré diskabell ha... diskramailh, merc'hed, o bleo dispak en avel, kinklet, fichef evel pa vefent bugale da... Roue Bro-Saoz !

Fidandouen, mont a ra ar sportou en-dro !

Ar sporterien-mañ, sur a-walc'h, a zo o tiskuiza eiz devez a zo, ha n'e-maint ket o soñjal labourat er pemzekt devez kenta !

Eun uhel-gomzer, mar plij, a zo bet kavet, hag e c'henou ledan ne zislonk nemet galleg.

— Eun tammig brezoneg iveau d'emp !

— Ici on est en France ! » a zo bet respontet d'in raktal, ken divergont...

« Ici on est en France ! »

E gwirionez, n'em eus kavet netra da respont war an taol.

Komzou a daoler d'eoc'h a-wechou, hag a vez ken mantrus, ken sebezus,

ken pell diouz ho toare d'eoc'h-c'houi da veizout ha da gom-pren,

ma chom ho kenou « war nav eur » !

« Ici on est en France ! »

Na petra 'ta, emaomp e Frañs !

Koulskoude, eun taol he deus skoet ar gomz-se em c'halon. Kaout a ra d'in beza bet eun taol-kleze. Rak kasoni a oa er respont.

Kasoni ouz Breiz,

Kasoni ouz ar brezoneg !

Bretoned keiz ! n'eus Breiz ebet ken 'ta ?

Daoust ha Breiz, evit beza Frañs, a rankfe bremañ en em nac'h hec'h-unan ?...

Daoust ha Breiziz, evit beza Fransizien, a rankfe bremañ trei holl e Gallaoued ha nac'h o brezoneg ?

O kelennadurez enep natur, he deus roet d'ar Breizad mez gant e vro, ha kasoni ouz e ouenn !

« Ici on est en France ! »

Kuitaet em eus raktal park ar sportou, hag ar geriou-se, leun a gasoni hag a zispriz evit kement a garan, a zo atao o voudinellat em diskouarn.

Tremen a ran dirak ar vered.

Kement a anaoudegez am eus e-touez ar re varo hag e-touez ar re veo.

Aze dirazon, e ra o c'housk diweza kanchou ha kanchou a vretoned...

Bretoned rik ar re-se, o deus komzet dalc'hmat brezoneg.

Fransizien vat iveauz, tud a goustiañs, tud a zevez, tud a feiz, ma'z eus bet.

Plijet gant Doue e vije bet c'hoaz e Breiz kalz Fransizien eus ar seurt-se !...

A-hont, larkoc'h, a-dreñv ar groaz vrás, emañ maen-bez ar soudarded.

Dirak o anoiou e lennan c'hoaz, e lizerennou aour hanter ziverket gant an amzer : Dismude, La Boisselle, Verdun, Mont-Cornillet, Chemin-des-Dames...

Ha bez' ez eus eun dachenn a vrezel ha ne vije ket bet ruziet gant gwad ar Vretoned hag enoret gant o c'hadarnded ?

Bretoned hag a veve « e brezoneg ».

Bretoned hag a stourme « e brezoneg ».

Bretoned hag a varve « e brezoneg ».

Daoust hag ar Vretoned-se ne vijent ket maro evit ar Frañs?

Daoust hag ar Vretoned-se ne vijent ket bet koulz Fransizien hag ar re-all ?

Daoust hag ar Vretoned-se n'o dije ket paet ker a-walc'h ar gwir evit o bugale, evidomp-ni, da gomz ar brezoneg a gomzent o-unan ?

Piou a gredfe diskleria eo ar vugale koulz hag an tadou ?

O kelennadurez diskiant, he deus graet eus kement ac'hannomp, war eun dro, Bretoned fall ha... Fransizien didalvez !

« Ici on est en France ! »

Pardaez eo bremañ.

Echu eo an abadenn, du-hont e park ar sportou. Eur mor a du a garg an hent.

N'eo ket eus ar gousperou e teuont !

Diwar dreuz va dor e sellan, e selaouan.

Luc'haj, komzou, soniou, toniou hudur, fic'herez, c'hoarza-dennou skiltrus, youch'adennou gouez... a ra poan da glevout.

Lamponed kér, sur a-walc'h ?

Ya, hiniennou anezo.

Ar re-all n'int ket kériz.

Kouerien int, sanset c'hoaz a familh vat !...

Ne ran ket kalz a gemm etrezo.

Lamponed ha re all, holl int treset henvel; holl o deus ar memes dalc'h, pe gentoc'h ar memes dizalc'h !

Tremen a reont a vandennadou, pôtrez ha merc'hed, kazell ha kazell... Darn anezo, — houmañ eo ar c'hiz nevez — a zo gwinet war eur marc'h-houarn, ar pôtr a-dreñv, ar verc'h-a-raok, etre e zivrec'h... azezet, he divesker noaz er vann...

« Ici on est en France ! »

Ya, ya, kredi a rafen en taol-mañ.

Rak, n'eo ket stuziou Bretoned eo ar re-se.

E BREIZ, n'ouzon ket ha gwelet e vefe bet kement a zizurz abaoe m'eo bet beuzet Ker-Iz.

Ma rank ar Frañs beza savet gant ar re-se !...

O kelennadurez diaoulek, he deus breinet kement a Vretoned e-serr o divreiza !

« Ici on est en France ! »

Pa soñjan eo gant azenerez evel-se eo e vez, tamm ha tamm, kaset ar brezoneg er-maez eus ar c'hoariou, eus an tiegeziou, eus ar skoliou, eus an... ilizou !

Pa soñjan eo gant azenerez evel-se eo bet lakaet ar Vretoned da glask a-ziavaez bro kement a bleugou diroll evit o marmouza, p'o doa ken kaer skouerioù er gêr dirak o daoulagad.

Pa soñjan eo gant azenerez evel-se e vez kaset da get eur vro evel hor BREIZ !

DIRENNAN.

## MEULGAN AN AZVEND

(A c'hell beza kanet war an ton latin : « Creator Aime ».)

Diskennit prim eus an Neñvou,  
Gwir sklerijenn hor c'halonou;  
Deuit Jezuz, Salver ar bed,  
N'hoi lezit ket 'kreiz ar pec'ned

Ha goude mervel war ar groaz  
E pignit war lein an Neñvou,  
Da veza d'imp mammenn ar c'hras  
Ha gwall-spouron an iferniou.

Deuit buan, deuit timat,  
Evit salvi hon eneou;  
Evit dic'haou ar pec'hedou  
O deus dismeganset Ho Tad.

C'hous 'zeuio c'hoaz leun a veurded  
Barner bras an deiz diwezañ,  
Hon difennit a-dal bremañ,  
Ouz hon enebourien touet.

Dougent gant nerz ar garantez,  
Setu ma tiskennit er bed,  
Heñvel ouzimp met dibec'hed,  
O kemer korf eus ar Were'hez.

Meulgan ha klod hag azaouez  
D'an Tad, d'ar Mab ha d'ar Spered,  
A-berz an dud hag an Aeled  
A-hed an holl beurbadelez.

Maodez GLANNDOUR.



## Santez Anna ha Nikolazig

Amañ e welot penaos  
eo deuet Santez-Anna-  
Wened, pe Keranna, da  
veza eul lec'h ken brudet.

(Diwar levr an Aotroued  
BULEON HA GARREC)

PENNAD XII

Eneberien Nikolazig

Soñj a zo penaos an Aotrou Kure en doa diskaret diwar ar c'hliez  
ar skeudenn vurzodus. Siouaz d'ezaf! rak, daou zervez goude,  
e teus d'ezaf en e vrech'eur boan spontus hag estlammus n'hellas  
den na parez na distana. Gant ar boan griz-se eo e varvas, tri biaoaz  
war-lerc'h, goude beza anzavet e fazl.

An Aotrou Person a vot kastizet en eun doare souezusoch c'hoaz.  
Teir sizun war-lerc'h dizouaridigez ar skeudenn santel, en em

gavas seizet en eun taol. Eun nozvez, dihunet-krenn e-kreiz e gousk,  
e c'houzafigas en e-gorf evel ma veze bet umán bennak o lopa warnaf  
a daolou baz; ha koulskoude n'oa nemetañ et presbital. Kredi a reas  
zoken e oa deuet sun tortefout bennak en ti, da glask e laza, hag en  
em takaas da grial forz. Ar boan a c'houzafig en e zivrech a oa  
spontus hag a badas, peogwir diwar neuze e chomjont seizet.

Koulskoude, en despet d'e boan, ar Person a gendaic'h da enebi  
ouz Nikolazig, kement ha ma c'helle.

Eur beleg, mignon d'ezaf, a roas d'ezaf da intent ne rae ket  
marzeze ar pez a oa dieut evit parea e glenved digomprenu.

« Perak, emezañ, n'en em eredit ket ouz Santez Anna he deus  
komzet ouz Nikolazig. »

An Aotrou Person a heuliañ an alimat-se.

Mont a reas e-pad an noz, nao gwech diouz renk, betek park ar  
Bosenno, hep gouzout da zen. D'an navet gwech, en em ruzas betek  
ar feunteun, skoazellet gant tud vat, hag e wal'has en he dour e  
vemprou seizet, ha, ruktal, en em gavas pare mat.

Dioustu ez-eas da zaouilina dirak ar skeudenn vurzodus, m'en doa  
lavaret a-eneb d'ezí kement a cheriou fætie ha dismegansus, ha setu  
heñ chenchet evel en eun all en e lec'h: eus enebour touet ma oa  
e teuio da veza gwella skoazel ar pirc'hiringaj.

A-wei d'an holl, e reas eun digoll kaer da Santez Anna hag e  
prometas end-eùm lida an oferenn genta a vije lavaret el lec'h  
santel-se.

Pardon a c'houennas ives digant Nikolazig, oc'h anzav en doa graet fall o tiskleria n'oa nemet sor'henou ar pez a lavare.

Diwar neuze e teujont adarre da veza mignoned vat, ha, diwezatoc'h, p'en devoe Nikolazig an eurjad da veza tad, an Aotrou Person e-unan eo a fellas d'ezan beza ar paeron, hag e filhor a zeulo da veza beleg eveldañ.

Bez' e oa, e Keranna, eul labourer-douar hag en doa gwarizi ouz Nikolazig: Mark Erdeven an hini oa.

O welout ar skeudenn venniget, tennet eus an douar, ha goloet choaz a bri, e choarzas goap leiz e chenou:

*« An dra-se, emezaf, eur skeudenn da Santez Anna ! A-raok ma kredin, e vo ret d'an tamm koad-se, goude beza bet kaset d'am zi, distrei e-unan d'al lech'h-mañ. »*

A-vec'h m'en doa peurlavaret ar chomzou disakr-se, ma kouezas klanv bras da verval.

Anzav a reas avat e bec'hed, en em erbedi chouek a reas ouz Santez Anna, o c'houenn pardon diganti, hag e pareas raktal.

D'ar mare-se ives, eun denjentil eus Pluneret, an Aotrou a Goatmenez, a zegouezas, e-kreiz eul lanneg, gant eun toullad pirc'hirined o vont da Santez Anna; hag e hopas warno, o lavarout d'ezo ne oant nemet eur vandenn chalouperien didalvez, aour d'ezo rak al labour. Rebechi a reas d'ezo beza dilezet o ch'ériou, pa oa ken brao all an amzer, evit senti ouz « huifivreou sot eur chouer diskiant » a gave d'ezañ kaout gweledigeziou.

Komz a rae c'hoaz pa voe kelc'hiet gant eul luc'hedenn flamm: ar gurun a strakas, e varc'h spontet a wintas hag ar paour-kaez den a rullhas d'an douar. Sevel a reas raktal, hep droug ebet, ha yao adarre war e varc'h en eur genderchel da choapaat. Eun tarz kurun all, gwasoch' eget ar chenta, hen diskaras a-nevez diandan e varc'h.

En taol-mañi e furaas. Keuz a savas gantaf, ha diwar neuze, distroet war an hent mat evel Sant Paol, e prezegas gant nerz, ar pez en doa disprizet betek-hen.

Nebeud goude, e weljod o tigouezout er Bosenno, war droad, ar marc'heger krog e penn e varc'h, ouz e heul ar birc'hirined en doa dismeganset.

An istor a ziskouez d'eomp eta e teuas holl enebieren pe dislavarerien Nikolazig da welout skler, an eil goude egile, ha da rei testeni d'e leaded. Anzav a raent evel-se, e oa gwir e gomzou, hag, o stoui gant doujafis dirak ar skeudenn venniget, e roent eun testeni splann eus al labour santel fiziet ennañ gant Santez Anna.

Erfin, an Aotrou 'n Eskob, o welout edo an holl enklaskou a-du gant Nikolazik, o welout dreist-holl e kendalc'h ar bardonerien da zont a vagadou da Geranna, da ginnig profou bras da sevel ar chapel, a asantas ma vije savet ar chapel-se e park ar Bosenno.

Da c'hortoz, e roas autre da lavarout an oferenn eno, en eur chapel goad.

An oferenn genta a voe kanet gant an Aotrou Person e-unan, d'ar 26 a viz Gouere 1625.

# Breiz CHAPELIOU Bo Kana meuleudi HAG ILIZOU ALL AR Werchez WERC'HEZ RANN-VRO KEMPER

## 5) ITRON VARIA AR C'HRS

(Plouguen)

Kuzet eo ar chapel-mañi e-kreiz ar gwez uhel, war-dro eul leo vihan diouz ar vourch. An neo (nef) a zo eus ar bloavez 1685, an nemorant eus ar chapel a voe savet er bloavez 1867.

Ar pardon a vez lidet d'an 8 a viz Gwengolo. Eur pardon a wir zevosion eo. Diredrek a ra stank ar bardonerien eus a Gempér ha betek eus a Bont-h-Abad. Da genver an deiz-se, a skriv d'eomp an Aotrou Beuz, person ar barrez, ar mierched eo a garg ar chapel, bigoudenned dreist-holl, ne chom gant ar wazed nemet ar sakristiriou hag an toullou-dor.

## 6) ITRON VARIA LORETA

(Plogoneg)

Er bloavez 1872, e chelled gweulout c'hoaz, eul leo hanter diouz bouch' Plogoneg, eur chapelig vihan dediet da I.V. LORETA. E foins stankenn ar Steir edo, e-kichen eur vilin, harp ouz ar pont koz maen goloet a illo hag a ginvit.

Hervez ar ch'antig, e oa bet savet ar chapel goz gant eun denjentil, an Aotrou RUBIEN. Eun dervez, — war-dro hanter ar XVI<sup>e</sup> kantved e oa — edo an Aotrou RUBIEN war var d'en em veusi er Steir, en andred-se; eur bedenn a gasas da I. V. Loreta hag e voe savetaet. Evit trugarekaat ar Werchez, e savas eno eur chapel en enor da Vamm Doue.

Pa gouezas ar chapel goz en he foul, e voe savet eur chapel nevez er bloavez 1872, uheloch'hik, war gostezenn gleiz stankenn ar Steir. Lavarout a ra ar ch'antig:

« Chapel Itron Varia Loreta 'zo savet a-nevez,

« Savet gant tud Plogoneg, frankoc'h war ar menez. »  
Eur chapelig kaer eo, doare gotek d'ez. Er plas a enor, emañi

skeudenn goz I. V. Loreta, ar Werch'ez-Mamm, gant eur sae hir hep gouriz, kizellet kaer hag alaouret.

Ar pardon bras a vez lidet d'an eil sul a viz Eost; ar pardon bihan d'ar sul diweza a viz Mae.

Pedet e vez I. V. Loreta dreist-holl evit an derzennou Gwehall e veze stank ar bardonieren, hag e Konter e veze ret, bep sez vloaz, chefch an treujou dir, uzet ma vezent gant ar birchirined.

Bremali c'hoaz e vez kaer ar pardonou.

### 7) ITRON VARIA KILINENN

(Landrevarezeg)

Chapelig vras eus ar XV<sup>e</sup> kantved, 1500 mestr. diouz ar vourc'h, war bord an hent a gas eus a Gemper da Castellin.

War an tu dehou, e sko eur porched gant diou zor. A-us d'an diou zor, ez eus eur skeudennig koant: ar Werch'ez war he diaoulin, en tu dehou d'ezl an ael Gabriel gant eur skritell, ar chomzou-man warni: Ave, Gratia Plena; en tu kleiz, eun ael all, diaulinet ives, gant ar skritell-mañ: Notre-Dame de Bonnes Nouvelles.



E-kichen ar chapel, ez eus eur chalvar kaer, n'eo ket par da galvariou bras an eskopti, Pleiben, Plougastel... met ar chaera eo eus ar chalvariou bihanoch.

Daou bardon ar bloaz a vez lidet e Kilinenn: ar chenta d'al Lun-Fask, egile d'ar sul kenta a viz Eost.

### 8) ITRON VARIA POPULO

(Landudal)

Landudal, gwehall eun dreo eus parrez Brieg a zeuas da veza parrez, d'he zro, er bloavez 1825. Unan eus an diou chapel a oa war

zouar an dreo, chapel I. V. POPULO (de Populo e latin), a voe graet anezzi an iliz-parrez. Savet eo bet ar chapel er bloavezou 1539-1548. An tour a voe graet a-nevez e-kerz ar XVII<sup>e</sup> kantved.

Ar pardon a vez lidet d'an eil sul a viz Gouere; ne vez mul darem-predet nemet gant ar barrezianiz.

Kavout a reomp amai an hevelep kontadenn hag e I. V. ar Reun, e Guipavaz, hag e I. V. Belean, e-kichen Gwened. Eur marcheg, prisonier en Douar-Santel, a oa bet lakaet, heñ hag e floc'h, en eun arc'h, da chortoz beza lazet. Ober a rajont le, o-daoù, da sevel eur chapel d'an Itron Varia, ma ch'ellfent tec'hout. Ha setu, eur vintinvez, ma klevjont eur c'hillhog o kana, ha tud en-dro d'ezo o komz e bresoneg. An Itron Varia he doa selaouet o fedenn hag o chaset d'ar gér, dre vurzud.

Eur gontadenn all, anavezet ives e meur a lec'h, a lavar d'empennao eo bet dibab tachenn ar chapel. An Aotrou KELEN, c'hoant gantañ lezel an Aotrou Doue e-unan da choaz, a roas urz da lakaat en eur charr, stlejet gant daou ejen, an arc'h ma oa bet degaset ennañ heñ e-unan, eus an Douar-Santel da Vreiz: « El lec'h ma chomo an ejened a-sav, emezañ, e vo savet ar chapel. »

### 9) ITRON VARIA AR YEUC'H

Ar Yeuc'h n'oa anezzi nemet eun dreo eus parrez Ploare, betek ar bloavez 1844. Iliz ar Yeuc'h a zo bet savet diwar batrom hini Ploare, war-dro an XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> kantved; an tour a zo eus ar bloavez 1700. Er c'heur, e logelou gotek, doroujou warnio, e welomp eur skeudenn gaer eus an Itron Varia hag eur skeudenn ken kaer all eus an ael Gabriel; hienañ, dremm eur ch'rennard d'ezañ, n'en deus ket a ziwasell.

Dediet eo an iliz da Anonsiasion ar Werch'ez.

Kavout a reomp enni eur skeudenn vrudet da Sant Mikael o vresa an diaoul. Stummel eo an diaoul en eun doare ken iskis, m'eo anavezet dre-holl er parrezou tro-war-dro, Diaoul ar Yeuc'h.

Setu amañ ar pez a vez kontet diwar e benn. Eun derivez, an diaoul a voe kondaonet gant Doue — evit e gastiza eus eun torfed bennak — da gas kloch bras ar Yeuc'h, eus al lec'h m'o a bet graet betek iliz ar Yeuc'h. Lakaat a reas ar chloch war e ziskoz, hag en hent. Pouunner e oa ar chloch hag hir an hent... En em gavet e-kichen mengleuz ar Roc'h, e-kreiz etre Keriaz hag ar Yeuc'h, e teuas berr warnañ. Azeza 'reas war eur maen, evit diskouiza. Kén pouunner e oa ar chloch 'ma 'z eas e garnou er roc'h evel en eun tammo toaz; e roudou a chomas eta er maen. Met, evit doare, e oa houarnet fall en derivez-se, ranket en doa, en hent, goulem digant eur marichal e houarna, eur ch'oz tammo marichal koll e domm moarvat, hag en doa e houarnet a-dreuz: unan eus ar roudou a ziskouze edo o kerzout war-du ar Yeuc'h, hag egile war-du Lokornan! Roc'h brudet ar gontadenn-n'eus mui anezzi; beneren-vein ar Roc'h ou deus he dispennet gant eun taol min evit kompeza an hent-bras.

D'al Lun-Fask e vez ar pardon; eus Douarnenez ha tro-war-dro e tired kalz tud. D'ar gousperou e vez kanet an « toniou bras » evel just hag eo eur blijadur klevout mouezou nerzus merc'hed yaouank Douarnenez.

## || CHENCH TON D'AR SON ! ||

Ya, ya, kont ar brezoneg adarre ! Ha n'eo ket ar wech diweza.

Keit ha ma ne vezet ket skarzet Breiz diouz kleñved louz ha diaoulek an divrezonega, e vezet ret rei da glevout, d'ar Vretoned, mouez ar gwad ha mouez ar skiant vat.

Va Doue, nag a zigareziou a vez klastet evit dilezel yez ar vro!

Setu amañ unan hag a zo stank er sperejou :

« Ret eo gouzout galleg. Ma ne zesk ket hor bugale, ez-vihan, ar galleg, n'her gouezint morse mat a-walc'h, nemet mont a rafent war ar studi, ar pez ne c'hoarvezo ket gant kalz anezo. »

Ha setu va respont :

Ententet mat eo, emichañs, n'eus den o klask mirout na zeskfe galleg ho pugale. An traou evel m'emaint e Breiz, eo ret d'ar Breizad gouzout galleg.

Pa deuit avat da lavarout d'in eo ret deski galleg d'ar bugel, ha galleg hepken, hag e teuio, dreizañ e-unan, diwezatoc'h, da zesk brezoneg, e rankan ober ac'hanc'h eun den a-ziar-lerc'h, ha netra ken ! Barn a rit an traou gant eur spered hag a zo chomet tregont vloaz war-lerc'h hon amzer.

Tregont vloaz a zo, ar galleg a oa rouez c'hoaz e-touez an dud, e Breiz. War ar maez, n'oa nemet brezoneg; er c'hériou, e oa stank mat ar re a gomze brezoneg, stankoc'h c'hoaz ar re her c'homprene.

Petra en em gave ?

Ar vrezonegerien, zoken p'o deveze deskadurez vrás, n'o deveze ket kalz a dro da vont e galleg; ha pa rankent gallegat, ne zivere ket gwall flour ar galleg diouz o muzellou.

Hag e havent diaes, o deveze evel mez.

Lakaet d'o zro e penn eur familh, o deus soñjet : me a zo bet tapet berr gant ar galleg; va bugale ne vezint ket ! Desket e vezet galleg d'ezo ez-vihan.

Tud keiz !

Kouezet int diwar ar billig en tan, ha netra ken.

Ma karfent digeri o daoulagad, e welfent ar cheñchamant a zo deuet er vro.

Hirio, tudou ha mammou,

hirio, ha n'eo ket tregont vloaz a zo,

hirio, emañ kement ar vugale, ha dreist-holl an dud yaouank, e-touez ar galleg,

ar galleg a zo kement bremañ en o diskouarn, hag a rank dont ken alles war o zeod, ma tapont ar galleg ken aes ha ma teskont tenna o alan.

Pe o deus bet desket brezoneg war barlenn o mamm, pe o deus desket galleg war barlenn eur vamm divreizet, holl e teu koulz ganto ar galleg, holl int ken distagell er galleg an ell hag egile.

Entent a ran zoken eo barrekoc'h ar vrezonegerien er galleg, e get ar c'hallegieren.

Rak atao e vezet gwir kement-mañ : An neb a oar diou yez a zo pinyidikoc'h ha soupioc'h ha lemmoc'h e spered eget an neb ne oar nemet unan.

An neb ne oar nemet eur yez ne oar mat yez ebet, a vez lava-ret gant rezon.

N'eus ket eur Breizad, bet soudard e-touez Parizianed, ha ne vele ket bet souezet o kavout meur a hini anezo na ouient na lenn na skriva, ha kaiz re all hag a veze goloet o liziri a raziou hag a c'halleg fall.

Selaouit ar re yaouank o c'hallegat. O ! n'eus ket ganto a c'halleg akademie ! Da vihana ne reoc'h kemm ebet etre ar re anezo a oar brezoneg hag ar re n'ouzont ket.

Pe ma rit eur c'hemm bennak eo hemañ : reisoc'h galleg a zo gant ar brezoneger, ha ken distagell e teu gantañ.

Tregont vloaz a zo, n'oa ket evel-se. Hirio emañ an traou evel-se.

Tregont vloaz a zo, ar c'hallegieren, e Breiz, a veze iveau tud desket.

Hirio, kement « marc'h-laou », kement « lost-leue », kement « sklip-dour » a oar en em denna e galleg. An deskadurez, ha muioc'h-mui, a zo gant ar Vretoned a zalc'h d'o brezoneg.

Tadou ha mammou, heulhit 'ta hoc'h amzer !

Ha peoc'h b'emañ gant an diskar ranell ha diskiant hoc'h eus ragachet ken alies : « Me a zesk galleg d'am bugale, brezonc'h-a-walc'h a ouezint atao ! »

Deuet eo ar mare da cheñch tón d'ar són ha da lavarout : « Me a zesk brezoneg d'am bugale, galleg a-walc'h a dapint atao, er skol, er levriou, er radio, hag e-touez an dud. »

Brezoneg avat ne ouezint ket, yez ar vro, yez an iliz, yez ar gér, yez ar Vretoned a-holl-viskoaz. Rak, ar bugel en devez bet desket galleg hepken gant e gerent, ma teu c'hoaz da gompren ar brezoneg, ne vez ket gwelet ken o tigeri e vuzellou d'her c'homz.

Bretoned, en an' Doue, mirit mat tenzor ar brezoneg pa n'eus nemet digareziou goullo d'hen dilezel.

Tadou ha mammou civrezoneget, c'houi ho pezo rebechou diwezatoc'h, digant ho pugale da genta, ... ha digant Doue mart-eze !

Rak splannoc'h splanna e sked dirak an holl lavar ar re goz:

Gant ar brezoneg, eus ar vro

Feiz hag onestiz a dec'ho.

Piou n'her gweil, siouaz ?

S. S.

# Yann-Vartolod



Yann-Vartolod a zo stank ar ouenn anezañ en hor bro.

A villadou eo bet aet er « marine » paotred yaouank hor Breiz. Ha kavout a raer. e parreziou a zo, martoloded diouz an druih...

Martoloded koz, graet ganto pemzek pe bemp war-nugent bloaveziad servij, ha gounezet ganto o « retred »...

Martoloded yaouank, hag a vije bet chomet iveauz da goza war ar vicher, anez an darvoudou kouezet war ar Frañs...

Aet o listri d'ar strad, eo bet ret d'ezo distrei da vro o c'havell, da dañva ar yod suilhet.

Hag e kement korn-bro a zo, e kaver hirio « Yann-Vartolod ». Hemañ a zo troc'her-buzug, hen-hont torrer-mein, egile paotr-saout...

Gwir eo n'eus micher sot ebet.

N'eus nemet tud sot, a lavarer.

Micher ar martolod n'eo ket sotoc'h hini eget eun all.., ha ne rebechan da baotr yaouank ebet beza dilezet bro ar buzug, evit mont da foueta moriou.

Met perak an darn vrasa eus ar baotred yaouank a seblant koll o skiant vat, kerkent ha ma vez war o fenn eur boned-toupenn-ruz ?

Cheñch a reont, a-daol-trumm, evel eun all en o flas.

Piou a zo kaoz ?

Ar merc'hed, a lavar lod.

Ya, ar merc'hed, va zud keiz !

Rak sot-magn eo ar merc'hed gant « Yann-Vartolod ».

Ar brasa labaskenn a zo er barrez, an divaloa lakez a zo er

chanton, ar falla urupailh a zo er vro n'en deus nemet lakaat war e Benn eun boned-toupenn-ruz ha dont da veza eur « Yann-Vartolod », sur eo da gavout eur vaouez.

Ha Yann-Gouer, e-keit se, ne gavo nemet sac'h amañ ha sac'h a-hont.

Merc'hed yaouank pinvidik, atañchou bras d'ezo war o ano, a zo bet gwelet o kuitaat ar maeziou, evit mont da veva en eun toull-kambr, da Vrest, da Doulon pe da Varselih...

Klañv e oant gant ar c'hoant dimezi d'eur martolod.

Eur « Yann-Vartolod » o deus kavet... ha setu kavet ganto baradozig an douar.

Deuet int da veza « itronezed ». Dre ma 'z eont ha dre ma teuont ne vez graet anezo nemet « Madame »...

Arc'hant a zeu braoig en ti. « Madame » a c'hell heulia ar c'his d'en em wiska ha d'en liva.

N'eo ket torret he c'horf gant al labour. Ne vez ket alles « Yann-Vartolod » er gér. Kement-se nebeutoc'h a chastre d'an « itronig ». Kalz a vugale n'eus ket en ti... ha ne vez ket.

« Yann-Vartolod » a anavez lezennou ar blijadur kalz gweloc'h eget lezennou an dever... Hag aesoc'h eo mont gant hent ar blijadur eget gant hini an dever...

Ha « Madame » ne c'houlenn ket gwelloc'h eget chom gant eur bugel pe zacu. Nag a boan ha nag a dregas gant ar vugale !

Pet « Yann-Vartolod » a anavezit, eur familh niverus d'ezañ? Ne skuizo ket bouedenn ho penn ouz o c'honta.

« Yann-Vartolod » a glask e varadoz war an douar-mañ. Ha da vont da ober « itron » er baradoz-se, e kav merc'hed kement ha ma kar.

Pa lavaran d'eo'h eo sot-pitill ar merc'hed gant « Yann-Vartolod ».

« Yann-Vartolod » hirio, ne zougenn mui war e Benn e voned-tcupenn-ruz, met n'eus forz, aes a-walc'h eo anaout, e-touez ar re-all, ar baotred yaouank a zo bet er « marine », evel ma vez lavaret.

Aon o deus na deufe o staon da skarnila gant ar brezoneg, ha ne vez ganto nemet galleg. Ha pebez galleg ! Eur galleg pikous ha truilhok, leun a c'heriou fierius... Hag e tistagont ar galleg-se gant taol-mouez (accent) paotred ar C'hreizteiz... taol-mouez plac'hed-ostaleri Toulon pe skuberien-ruiu Marseill'. Tê, mon bon !! Hag ar merc'hed-begou-livet a chom bamet dirak kanfarted teodet ken mat !

Eun tammig relijon a chom c'hoaz war groc'henn ar babored-se. Da sul e teuint betek an illiz. Hanter-c'hourvezet war o

c'hador, o eigez ganto e kil o dorn, e tremenont amzer an oferenn, ken dibater hag eul leue bihan war ar blasenn foar.

Ar rest eus ar sulvez a dremenint o redek, o c'hoariellat, o lipat banneou hag o verc'heta...

Diouz an noz, e teuint d'ar gér, tommet mat d'ezo, diskem-penn o fennad bleo hir, sklabezet o dilhad hag o ene, goude beza sklabezet pet ene all !!

Met n'eus forz ! « Yann-Vartolod » a vez pardonet d'ezan buan e zizurziou.

Ha kalz merc'hed yaouank a chom da vantri dirak kanfarterd ken « dégourdi » ha ken « désallé », evel ma lavaront.

Kavet e vez koulskoude eur plac'h yaouank bennak, d'ez i c'hoaz skiant vat a-walc'h, evit kompreñ n'eo ket gant pennou goullo evel-se e c'heller sevel eun tiegez kristen.

Ouz o zarempredi ne raint nemet forani ha kalkenn o yaouankiz.

Eun tenzor re binvidik eo ar yaouankiz evit beza kalkennet, zoken gant eur « Yann-Vartolod ».

PETROMIK.

## PEDOMP E-PAD AN OFERENN...

GANT  
AR  
C'HRIST



GANT  
AR  
BELEG

### War ar C'halvar,

Jezuz-Krist a ginnigas

da Zoue an Tad,  
e gorf hag e wad,  
evit pechejou ar bed.

### War an Aoter,

ar memes Jezuz-Krist a ginnig

d'ar memes Doue an Tad,  
ar memes korf hag ar memes gwad,  
evit ar memes pechejou.

## ||| Eun « abostol » ! |||

Savet e oa bet ar paotrig, evel holl baotred all ar barrez.

Skoliet e oa bet... Graet en doa e Baskou... Chomet e oa bre-

mañ er gér, ha mont a rae bemdez d'ar park, da heul ar re all...

Ne oa ket falloc'h eget ar re all. Ne oa ket gwelloc'h kenne-beut. Beva a rae evel ma veve holl grennarded e gorn-bro, hep chal na preder gant netra; gant ar relijion nebeutoc'h c'hoaz eget gant an traou all.

A-wechou koulskoude, e-kreiz e labouriou koulz hag e-kreiz e c'hoariou, e teue d'ezan a bep seurt scifjou. E galon a rae ouz e spered eur bern gouleñnou : perak labourat ? perak kaout poan ? perak mervel ? perak kement a youlou er c'horf ? perak enebi outo ? perak senti outo ? perak al levenez trenket gant ar glac'h ? Perak ? Perak ?

Er skol katekiz e oa bet respontet d'ar gouleñnou-se. Met chomet e oa kenteliou e gatekiz war bluskenn e spered hag e-toull dor e galon. Ne oant ket aet e-barz.

Bremañ, pa 'z eo pemzek vloaz, e karfe klevout adarre respont d'an holl c'houleñnou-se.

Met na fad, na mamm, na breur, na c'hoar, den ne soñj eo nec'hett-maro e spered, enkrezet-holl e galon.

Hag e chom da vala soñjou du... e zaoulagad staget ouz bouilhenn ar straejou pe ouz pri ar parkeier.

\*\*

Eun dervez, eur paotr yaouank 18 vloaz, e-kreiz ar blasenn foar, a zeus da varvailhat gantañ.

F anaout a rae evit gouzout piou e oa, e pelec'h edo o chom... ha netra ken.

Ar paotr yaouank-se a bare al leveniez war e dal... hag, e sellou eeun e zaoulagad, e lenne ar c'hennard evel karantez evitañ.

— Petra 'rez da sul ? eme ar paotr yaouank. Daoust ha pli-jout a ra d'it lenn ? Ma n'ac'h eus ket levriou, me a roio d'it... Deus da welout ac'hanon eur sulvez bennak... Da sul ni a gav-berr hon amzer...

Kaout a rae d'ar paotrig edo oc'h huñvreal... Nann, ne hun-vree ket... Kavet en doa eur mignon, unan gwirion, a oa aet e gomzou betek goueled e galon.

Laouennaet holl e voe e derveziad labour. Mall en doa c'houec'h da welout ar sul...

F gamalad a oa ouz e c'hortoz e-tal dor an iliz.

— Sell, deus 'ta ganen da gerc'hat eul levr bennak...

Er sal, e oa euri tregont a gennared hag a baotred yaouank... Marvaillhou a oa ganto... met marvaillhou eus ar seurt n'en doa biskoaz kleet hor c'hennard. Komz a raent, n'eo ket avat diwar-benn rederez, frikoterez, dañserez pe merc'heterez, met diwar-benn gwellaat stad al labourer-douar, kompeza an dañserez predou er gériadenn, diwar-benn ar resped dileet d'ar plac'h yaouank, ai levezac'h da lakaat en diduamanchou, ar boan a dilec' kemerout, goude beza diskoliet, da studia ar relijion, ar goueliou kaer da bourchas ha da gempenn, ar brizonerien da skoazella...

Hag ouz o selaou, e tride kalon ar paotrig.

— Pep tro ma vezoo bodadeg ganeoc'h, emezañ d'e gamalad bras, lavar d'in hag e teuin.

\*\*\*

Ar paotrig a zo hirio eur paotr yaouank, tri bloaz war-nugent d'ezan, unan eus kaloneka stourmerien yaouankiz kristen ar maeziou. N'eus en e galon nemet eur youl : deski d'ar re-all ar pez a zo bet desket d'ezan e-unan gant an « Ykam » : beva eur vuhez, leun ha laouen, e servij Doue hag an nesa, e-lec'h eur vuhez, goulo ha trist, e servij hor youlou fall;... mala soñjou aour ha nann soñjou du, ha staga an daoulagad n'eo ket ouz pri an douar, met ouz stered aour an Neñvou glas.

DRADEM.



Lezenn Doue n'eo ket graet evit plega  
d'an den.

An den eo a zo graet evit pleja da le-  
zenn Doue.

## AL LABOUR KENTA HA TALVOUDUSA

**E**UR bloaz bennak a-raok ar brezel 1914-18, eur strollad itronized, eus hor bro, a oa bet degemeret gant ar Pab, Pi X. A-raok kuitaat, unan anezo a gredas gouleñ digantant : « Tad santel, emezi, pehini eo, hervez ho sonj, war dachenn ar feiz, al labour talvoudusa, evidomp-ni, merc'het kristen an amzer vreman ? »

« Al labour kenta ha talvoudusa evidoc'h, a respondas Pi X, eo ober katekiz, hen deski d'ar re n'her gouzon ket. Labour all ebet, emezan, n'eo ken pouezus hag hennez, rak ma 'z eus ketement a dud difeiz, eo abalamour ma ne anavezont ket o c'hatekiz. »

Komzou Hon Tad Santel ar Pab, daoust d'ezo da veza kosaet, n'o deus kollet tamm ebet eus o nerz.

Hirio, muioch' eget biskoaz, al labour kenta da ober eo rei eun deskadurez kristen d'ar vugale.

E pep brezel, er brezel-man evel er brezelou all, an Droug-Spered a vez, evel pa lavarfen, dichadennet. Kemeret a ra tro, dre ma 'z eo disahelet buhez an dud, evit distaga an eneou diouz Doue ha breina ar chalonou.

N'eus ket ezomm da chom pell da zispourbella an daoulagad evit gweleout ne da ket an dud war wellaat. E-touez ar re en oad, koulz hag e-touez ar re yaouank, ez eus siouaz diskar er feiz.

Penaos e vezoo adsavet an traou en o flom ? Penaos e vezoo lakaet a- nevez ar feiz, an urz vat hag ar garantez kristen da vleunia ?

Diae e vezoo chench an dud vras !

Dre ar vugale eo e ranker boulc'ha al labour. I eo an amzer da zont. Ganto eta eo ret kemerout poan.

Ar c'hatekiz eo maen-diazez ar vuhez kristen a-bez. Ne c'hel-ler sevel netra vat hepdan. Hen eo an hent hag ar wirionez. Eur c'hrouadur ha ne oar ket e gatekiz a zo evel eur vag hep gwern na stur.

Kerent kristen, d'ar mare ma teu an Aotrou 'n Eskob da lakaat, e-tre daouarn ho pugale, eul levr katékiz nevez, eus ar re gaera, beilhit, en han' Doue, ma ne rankint ket d'ar skol-katekiz, poagnit d'o sikour da zesk mat o c'henkelou. Benniget e viot gant Doue.

Ha c'houi holl, hag ho peus youl da ober vad en-dro d'eoec'h, gweleit ha ne c'helljec'h ket skoazella bugale ho karter da zesk o c'hreansou. Hounnez eo kaera aluzen a oufec'h ober.

*Ra vez meulet Jesuz-Krist !... Bepred !*



# Kenteliou Sant Fransez

pe

Kelennadurez an Drede-Urz

## SANT FRANZEZ... SANT AL LEVENEZ !

Va Breudeur ha va C'hoarezed ker,

Tud' zo hag a vez atao teñval o fenn... Perak ?... Pe abalamour n'en em santont ket e peoc'h gant an Aotrou Doue, pe abalamour ma komprendont fall spered Hor Salver Jezuz-Krist.

« Renit eur vuhez santel, hag e vezoc'h laouen; bezit laouen e Doue, hag e renoc'h eur vuhez santel »... Setu aze unan eus talvoudusa kenteliou an Aviel.

Gant Jezuz e vez kavet atao ar c'houeka levenez : da zeiz e c'hanidigez ez eus kan ha muzik e Betleem ha tro-war-dro; Zache a zegemer anezañ en e di gant levenez; da sul ar Bleuniou eus cholori e Jeruzalem, ha, goude m'eo pignet en Neñv, e welomp an Ebestel o tistrel d'an Templ levenez leiz o chalon.

« Fürus ar re a zo paour a galon, eme Hor Salver en e brezenn war ar menez;... eürus ar re a zo dous,... ar re a ouel,... ar re a zo trugarezus,... ar re a zo glan,... ar re a gar ar peoc'h... Fürus e vezoc'h... pa raio an dud brezel d'eoc'h... dre gasoni ouzin-me,... Bezit laouen neuze, lammit gant al levenez, rak eun digoll kaer a zo ouz ho kedad er Baradoz... »

« Pa yunit, arabat d'eoc'h beza trist evel ar bilpoused,... lakin, eol war ho penn, gwelc'hit ho tremm, evit kaout eun aer laouen. »

Ha d'e Ebestel :

« Me am eus lavaret d'eoc'h an traou-se, emezan, evit ma vez va levenez ennec'h ha ma vez evel-se ho levenez peurvat... Ha n'hello den ebet he lemel diganoc'h ! »

An hevelep alliou a ro iveau sant Jakez ha sant Paol d'ar gristenien genta :

« Unan ac'hanoec'h a zo trist ? Ra bedo ». »

« Bezt atao laouen e Doue; m'hen larvar d'eoc'h c'hoaz, bezit laouen ! »

E-touez an holl Sent, n'eo ket sur e vefe kavet hini ebet da ober diouz ar gelennadurez-se ken aketus ha sant Fransez.

A-raok beza distroet ouz Doue, gwir eo, e oa dija eun den yaouank laouen-kenan, mat da c'hoari muzik ha da gana a-unan gant e vignoned; e prizon Perouz, en em gav meur a viz gant kamaladed tenval o fenn :

« Hen avat, eme Tomaz a Celano, a chom atao dreo ha seder ». Ma oa laouen a-rack beza troet kein d'ar bed, goude e voe muoc'h c'hoaz. Adalek neuze e c'heller larvarout zoken e tanvaas eul levenez vorzodus.

\*\*

Goude beza klevet mouez Doue, pa sant eo galvet da veza marc'heg ar C'hrist ha da ren eveltan eur vuhez paour, « neuze, eme Tomaz a Celano, ez eo ken laouen ma tiskouez e laouenidi-gez en-diavaez en desped d'ezan ».

En ospital, oc'h ober war-dro an dud lor, er c'heo m'eo aet da guzat ouz e dad, dirak Eskob Asiz, pa 'z eo galvet gant Bernadone da resteur el d'ezan e vadou, e pep lec'h e welomp anezan beuzet en eur mor a levenez. En eur guitaat an eskofti, e tremen dre goad Subasio en eur gara a-bouez penn.

Nebeut goude e kest mein da adsevel Sant-Damian hag ez a adarre dre straedou Asiz en eur gana. An dud en em vod en-dro d'ezan, savet o fri ganto :

« An neb a roio d'in eur maen, emezan, en devo eur gopr; an neb a roio daou, en devo daou c'hopr ».

O klevout eun hevelep tra, e tirollont da c'hoarzin ha « Fransez iveauz a c'hoarz ganto ».

D'ar 24 a viz C'houeyrer 1208, deiz gouel Sant Matiaz « e trid gant al levenez en Aotrou Doue » o klevout lenn Aviel ar Baourentez :

« Setu aze, emezan, ar pez a glaskan hag ar pez a rin a-greiz va c'halon ».

Laouen holl, en em laka kerkent da gerzout war roudou Hor Salver Jezuz-Krist, hag, adalek neuze, e prizas kement al levenez ma vevas diouti a-hed e vuhez penn-da-benn.

\*\*

Va Breudeur ha va C'hoarezed ker, levenez ar bed n'eo nemet eul levenez faos. N'eus laouenidigez gwirion ebet nemet hini ar Sent,... hini ar c'houstiansou eeun... Evit he zanza, kemerit skouer diwar sant Fransez. Eveltan, distagit ho kalon diouz traou ar bed-man ha bevit evit Doue hepken... Eno eman an eürusted parfet !

## Komzou ar Pab Leon XIII...

### D'AN ESKIBIEN :

« Lakit ho poan da rei da anaout ha da garout Trede-Urz sant Fransez, evel ma verit e gwirionez ».  
(Lizer-meur Auspicato, 17 Gwengolo 1882).

### D'AR VELEIEN :

« Ra vez o ketus ar re o deus ar garg da ren an eneou da zisplega mat d'ezo petra eo Trede-Urz sant Fransez, pegen aes eo mont enni, peseurt madou a gav ar gristenien enni evit ober o sitividig ha pegement a vad a c'hell ober d'an dud ha d'ar broioù ».  
(En hevelep lizer-meur).

### D'AR GRISTENIEN :

« Pedi hag aspedi a reomp ar gristenien da rei o ano da Drede-Urz sant Fransez, arme santel Jezuz-Krist. »  
(En hevelep lizer-meur).

« Eur sklerijenn nerzus-meurbet deuet eus an Nenv eo he deus hon douget da c'houlenn skoazell sant Fransez evit an amzer drubuilhet-man ha da ziskouez eman en Drede-Urz ai louzaouenn a die adsevel ha savetei ar bed. Abalamour da-se e c'houlennomp diganeoc'h poanu d'he skigna ar muia ma c'heilloc'h ».  
(Prezegenn, 3 Here 1882).

## Komzou eur Sant

En eur brezegenn war an doare d'en em santelaat, an D. E. Ael, eus kenta Urz sant Fransez, a lavare kement-man :

« O Reolenn santel an Drede-Urz, emezan, na kablus eo ar re ho tispriz ! O Reolenn peurvrat, na dall eo ar re a gomz enep d'eoc'h ! O Reolenn, eienenn an holl vadou, na pegement e verit bezo kastizet ar re en em glemm ouz ho kourc'hemennou !

Tud lezirek ha diseblant, petra rit ta ? Perak ne heuilhit-hu ket ar Reolenn santel-man ? Perak gedal ? Petra a c'hortozit ? Hep-dale e teuo an amzer da lavarcut iveau ar c'homzou-man eus ar Skritur-Sak : « Setu aze ar re a raemp goap anezo, tud aiskiant ma oamp ! »

Kalz tud n'heliont mont nag er Genta nag en Eil Urz, met n'eus den ebet ha n'helle mont en Drede-Urz, ma 'z eo eur christen a volonté vat, ha kaout evei-se perz e peoc'h hag e fougarez an Aotrou Doue ».

Evit gwir, nag a dud a ra dija kement tra a zo merket gant Reolenn en Drede-Urz, met n'o deus ket perz en he madou. Gwaz a se evito !

## TAOLENN AN INDULJANSOU. — KERZU 1943

| Deiz  | GOUELIOU                                                          | Indulj.     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7 M.  | Derc'hent gouel Maria-Gerzu : yun gourc'hemennet gant ar Reolenn. | I. L.-A. J. |
| 8 M.  | Gouel-Maria-Gerzu .....                                           | I. L.       |
| 9 Y.  | Eus an eizved; F. E. Delfina (T. U.) .....                        | I. L.       |
| 12 S. | Korf sant Fransez adkavet .....                                   | I. L.       |
| 15 M. | Eizved Gouel-Maria-Gerzu .....                                    | I. L.-A. J. |
| 25 S. | Gouel Nedeleq .....                                               | I. L.       |
|       | Evit ar re a ra naved ar Werc'hez konsevet hep pec'hed :          | I. L.       |
|       | Evit ar re a ra naved gouel Nedeleq... d'ar 16 ha d'ar 24 :       | I. L.       |
|       | Da zeiz bodadeg ar Vreuriez ha tri dervez d'ho choaz .....        | I. L.       |

I. L. = Induljans leun; A. J. = Absolvenn jeneral.

HON ANAON. — Plouneour-Menez : Olive Alan; Plabenneg : Fransez Morvan; M. Y. Lamour.

HON OFERENN AR MIZ a vezlavaret d'ar gwener kenta eus ar miz 3 Kerzu. D'an deiz-man eman gouel sant Fransez Zavier, patron ar misionou. Ni a bedo dreist-holl evit ar visionerien !

### PEP BREURIEZ...

a die kaout

## KANTIGOU AN DREDE-URZ

Priz : 3 Frs... dre ar post : 3,50

prenit al levrig-se...

ha kanit !

Ar c'han a zo iveau eur bedenn.

### PEP BREURIEZ...

a die kaout

## BUHEZ SANT FRANSEZ

Eur vuhez nevez ha skeudennet kaer a zeuio er-maez hep-dale. Er miz a zeu e vezlavaret d'eoc'h pegement e kousto.

Eur c'halanna dispar

evit ar bloaz nevez !!!

# Taolenn ar bloavezziou

## 1942-1943

PAJENN

*Kenteliou en Avel.*

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Pasion Hor Salver Jezuz-Krist.....                | 5      |
| Burzudou c'hoarvezet goude maro Jezuz.....        | 23     |
| Hor Salver savet eus a varo da veo.....           | 43, 63 |
| Jezuz en em ziskouez da zaou ziskibl Emmadis..... | 93     |
| Jezuz en em ziskouez diou wech d'e ebestel.....   | 104    |
| Jezuz en em ziskouez war ribr lenn Jenezared..... | 124    |
| Jezuz en em ziskouez d'e holl ziskibien.....      | 147    |
| Jezuz o sevel d'an Nefiv.....                     | 171    |

*Evit anaout gwelloc'h va relijion.*

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Katekiz an dud vras : Jezuz-Krist hag e relijion : |               |
| Ar vuhez degaset gant Jezuz.....                   | 203           |
| Ret eo gouzout petra Tell da Zoue.....             | 235           |
| Ret eo ober ar pez a fell da Zoue.....             | 292           |
| Ret eo stourm.....                                 | 324           |
| Sikouriou .....                                    | 355           |
| Sikour ar sakramafichou.....                       | 381           |
| Eun diverra gant ar Christ.....                    | 4             |
| Hor Salver Jezuz-Krist.....                        | 7, 35         |
| Me ho kar, o va Doue.....                          | 49            |
| Templ an Aotrou Doue.....                          | 65            |
| Kenstrivadeg ar chatekiz.....                      | 183, 282, 336 |
| Prezegenn an Actrou Fave er Folgoad.....           | 222           |
| An amzer vat.....                                  | 235           |
| Pa vezet devot da Sant Josef.....                  | 244           |
| M' hor befe muioch a feiz.....                     | 267           |
| Ar goueliou kristen eienennou a joa.....           | 201           |
| Eneou ar Purgator.....                             | 379           |
| Dorn ouz dorn gant an Iliz.....                    | 403           |

*Evit anaout ha karout ar Werchez.*

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Konsekrasion d'Ar Werchez.....               | 216      |
| Breiz o kana meuleudi da Vari.....           | 248      |
| I. Varia Rumengoll .....                     | 249      |
| I. Varia ar Folgoad .....                    | 272      |
| I. Varia ar Porzou .....                     | 308      |
| I. Varia Kermitron .....                     | 309      |
| I. Varia ar Chandelier, I. V. Lok-Maria..... | 327      |
| I. Varia Gerzevot .....                      | 328      |
| I. Varia Ti-Mamm-Doue .....                  | 392      |
| I. Varia ar C'hras — I. V. Loretta.....      | 415      |
| I. Varia Klinenn — I. V. Populo.....         | 416      |
| I. Varia ar Yeuch.....                       | 417      |
| An YKAM, och en em ouestia da Vari.....      | 258, 304 |
| Fatima .....                                 | 357      |

PAJENN

*Guerzou kantikou ha rimadelkou.*

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Bloavez mat .....                            | 3   |
| Ar chapel goz .....                          | 30  |
| Dour-glaou .....                             | 50  |
| Avel .....                                   | 79  |
| Hor pedennou kaera war gan .....             | 119 |
| Ar grasou dirak ar re varo .....             | 119 |
| Meulgan siliou ar bloaz .....                | 126 |
| Abardaez-haïv .....                          | 128 |
| Gwerz Lambér .....                           | 193 |
| Gwall-vor .....                              | 210 |
| Evit ar merc'her o deus c'hoant dimezi ..... | 271 |
| Plac'h yaouank foll .....                    | 298 |
| Mari Bragou ha Yann Vras .....               | 343 |
| Heol pe loar .....                           | 347 |
| Miz Du .....                                 | 380 |
| Meulgan an Asvent .....                      | 412 |

*Evit difenn va relijion.*

|                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Arabat eo deoch kredi .....                             | 31                                                    |
| Sorc'hennou Yann Digredenn :<br>diwar-benn an Iliz..... | 54, 73, 98, 139, 157, 181, 211,<br>246, 296, 332, 366 |
| Koñchenhou ha soroc'hellou .....                        | 75                                                    |
| Gant ar vez, mar plij! .....                            | 80                                                    |
| Me, me ne gredan nemet ar pez a bij d'in .....          | 85                                                    |
| Unan a zaou, ret eo dibab .....                         | 93                                                    |
| Eul lapous tapet brao .....                             | 163                                                   |
| Da betra eo mat ar relijion .....                       | 313                                                   |

*Evit Breiz hag ar brezoneg.*

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Mammou Breiz, petra rit .....         | 12, 25, 46, 65         |
| Unvaniez speredel Breiz .....         | 95, 114, 134, 159, 176 |
| Bretoned, savit ho penn! .....        | 218                    |
| Sulvez ar brezoneg e Kleder .....     | 241                    |
| Kelennadurez enep natur .....         | 254                    |
| Ar brezoneg en oberou yaouankiz ..... | 275, 301               |
| Ché, na pebez torr-penn .....         | 338                    |
| Eur romant brezonek fall .....        | 409                    |
| « Ici on est en France » .....        | 418                    |
| Chench ton d'ar son .....             | 91                     |

*Evit ar familh.*

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Evit ar familh .....                      | 9   |
| Ar maro trech d'ar vuhez .....            | 29  |
| Ar vamm-bappaig hag ar misioner koz ..... | 51  |
| Ar fall gompagnunez .....                 | 59  |
| Paotrig... paotr yaouank .....            | 117 |
| Dall, bouzer ha mut .....                 | 127 |
| Ar filiped koz hag ar re vihan .....      | 137 |
| Ha bremañ .....                           | 149 |
| Ar verc'h aur .....                       | 191 |
| Evit sevel mat ho pugale .....            | 214 |
| Evidoc'h tadou ha mammou .....            | 385 |

*Hor skoueriou kaer.*

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Santez Anna ha Nikolazig:                                  |     |
| 16, 39, 57, 89, 133, 155, 184, 259, 306, 330, 360, 390.... | 4   |
| An Aotrou Joseph Landure.....                              | 32  |
| Eun eskob nevez breizat.....                               | 34  |
| Kentoc'h eget chom hep oferenn.....                        | 70  |
| Yves Seit                                                  | 177 |

*An oberou yaouankiz.*

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Yaouankiz kristen ar maeziou.....       | 107          |
| Y.K.A.M. oc'h en em uestla da Vari..... | 253          |
| Dourig Poullran .....                   | 278          |
| Lodig ar Pardon.....                    | 314          |
| Lizeri Annaig ha Jobig.....             | 341, 364 388 |
| Pardon merc'hed an Ykam.....            | 370          |

*Istoriou farzus... ha gwir.*

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Laouig Frisivi .....                       | 18  |
| Nebeutoc'h a gaoz, muioc'h a labour.....   | 77  |
| Lan al Liper ha kloc'hig ar presbital..... | 111 |
| Marianna Kouignamann .....                 | 129 |
| Ar verc'h he deus graet he Fask kenta..... | 151 |
| An daouarn o bizied kamm.....              | 189 |
| Chob Pistrakou .....                       | 205 |
| Oc'h ober e Bask e vez.....                | 252 |
| Paour-kaez Aotrou Maer.....                | 310 |
| Mona Kergrampouez .....                    | 336 |
| Paour-kaez « syndik ».....                 | 358 |
| Amann, butun... ha karantez.....           | 362 |
| Piz bihan an Aotrou Person.....            | 369 |
| Eun eured kaer hag eur friko divalo.....   | 383 |

*A bep seurt.*

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Ar misionou .....                        | 10  |
| Emaint ankounac'haet ar brizonerien..... | 38  |
| Tren ar baradoz.....                     | 45  |
| Ar Rogasionou .....                      | 84  |
| Ha peoc'h, ha peoc'h.....                | 187 |
| Ar pre v en aval.....                    | 195 |
| Bombezadeg Montroulez .....              | 239 |
| Brezel d'ar giziou divalo.....           | 303 |
| Ar sinema .....                          | 326 |